

Kurenen a Bloez

1944 - 45

Maodlez glanndouz

1944 - 45

BLOVYGALI D. LIDOU

... an hadenn da vioavezidou l lidou eo bet an oferenn Jez'h-uzen. Aes eo komprer pernk ha gnaouen. Dre maz eo an oferenn évorour misteriou an aotroù, Lervez : "en deus i varet d'c ziskibion : "C'rit kerent- an e soñj ac'h mon."

Da gentañ holl eo an oferenn évorour e "feiz hag o Zasorc'h. "Kement gwech ma veze lidet Joan an otron te kreiz ar guimiez kristen yaouank, ez addae lezo ar soñj douz ha triet war un dro, eus ar yacu santez-se lec'h n'en deo an aotroù diskuliet dezo ha fizier enno, -ken pebeut anzer arrok e yaro, hag en o krisienniñ dija dirak skeudenn e Basion da zont, tra an tiflize et trubardister e garantez. Ha pa n'o dije ket bet ar yonk sklaer da virodi erzedenn ar C'hrist, e toue ar Goen evito da vezet us pred évorour un évoradur da gentañ holl eus ar yivez o c'hous hag o virodi vavel, rak en gwirionez a esko diarzennet ar bora hag ar gwin na 'n en guze diipdene e gorf hag e zad, kenkoulz hag ar c'hozou distaget warvo, a vronde da gouniat e varc'hmadus war ar groaz. Jet pernk faol, an sbostol, ha pa ne pa ket bet mo, gvir eo, ar Goen divezañ, nemet en douz rasevet dijenn ar aotroù diskuliduriezh maz prevez eus ar mister-se, a ziskerie en e lajer fromus a alriñv d'er Sorintiel : "Koert gwech en leirit ar bara-se ha maz evit eus ar c'halur-se ez embannit ayo an etrañ betek ma te jo edarrco" (1)

"Gwech li pa gomze o astur eus o bernioù hag eus e vero, n'houla tam ebet an sbostol kompror aezh, strect maz ouz en o menzioù hag en o gozagnak dougrel ; bremñivit e veizent gant pêgez gwir abeg en douz l'waret ar aotroù dezo : "Pa vim bet dibranc'h eus nu douar, e sachis kemper tra din" (2), Gouzout a raent bremñ "e oa ret dezan deremerput e kision holl ha gwali-zispegat's ar sero, evit kis da benn e ganmadurez, hag antren en e giad" (3) evel dasorc'het-gwirion en devo en am ziskonezet dirazo, "testoù e Zasorc'h" (4) ; o gweledeonoc'h en devo en lugern e gorf klohnact ; o c'heleñnet en devoù o desñiñ dezo da betra oant galvet ; ha goude-se e oa pignet d'an nev lec'h ma os kadoriet hiyiziken nem a-zehou da zous an Ted, ur tlee dont eo hanec d'en en addiskouez evit ar varv. En o spred hag u wale peursklaer pep tra e-dal meuze dindan goulou. Douc, e oa kenstag ar Basion hag en Dasorc'h. Hag e Joan an aotrou ives e oa kenstag evito évoradur demdrist ar Malvar en e bernioù, ha kouzha laouen en trez'hiur adseavet, pignet d'an nev, gortozet e zistro. P'o devo ken hepken dindan o deculañed ar dan a oa bet azezet en o o'hichen, d'en abardaez diwezhat arrok a Basion, enkrezet, mentret gant rakgwel ar gwener santez ; Douc, zo hini a oa lidouvoret gant a-en an aotroù, an treeñ haug war ar c'hoz ar bag an ifera, zo hini eo devo ganezet en gwirionez, en aennet war an holivod, o vezan bet azezet war ar groaz, en esteng e zivres'h, zo hini en devoù en e ziskieriet evel Rose an duz ar c'hoz, Rose en Iliz, zo Douc e o, evel 'en douz pro et en un

(1) I Cor. XI, 26.

(2) Rom. XIII, 36.

(3) Luk., X, 40.

(4) Ouvrez I, 22 ; II, 52 ; III, 18 h.a.

doare ken splann, gant e zasorc'h, oberenn an nerz doueal perc'henet gantañ. Ver Doue, diskennet er bed-mañ, gwisket ur c'horf gantañ skuilhet e wad gantañ war ar groaz evit lab-den, distroet d'an neñv gant e natur-den dieubet ha klodusaet, ar Verb gortozet adarre evel barnier ha goprer ; hennez e oa danvez ar pred-envoriñ, hennez e oa

"mister bras an drugarez,  
a zo bet diskouezet er c' hig,  
santelaet gant ar Spered,  
gwelet gant an Aeled,  
prezeget e-touez ar broadou,  
kredet er bed,  
savet er c'hlod "

evel ma lavar St Paol ( 5 ), en un arroudenn awenet gant al liderez"  
(6)

Evelse diwar eñvoradur ar Basion hag an Dasorc'h e oa ives holl visteriou Jezuz a veze adkounaet gant lid ar pred sakr. Ar Basion nen eo nemet an eur diwezañ, an eur uhelañ ma tenn dezi a-dal ar penn kentañ, holl vuhez douarel hpr Salver ; hag an Dasorc'h nen eo nemet an eur gentañ d'e holl vuhez neñvel, ma ren bremañ en kloid e Dad evel mestr ar bed ha mammenn a santelez evit an dud. 'eo ket souezus eta mar deo bet a-viskoaz pedenn-veur an oferenn un eñvoradur klok eus holl visteriou hor Salver, eus an emglev nevez ha peurbadus penn da benn. Un destenn evel Anaforenn Hippolitus, eus deroù an 3 e kantved, hen diskouez sklaer-kenañ . Setu amañ ar penn kentan anezif

"Da drugarekaat a reomp, Aotrou, dre da Vab karet Jezuz Krist, ac'h eus kaset en deizioù diwezañ da Salver ha Dasprener, ha da embannour da guzul. En eo da Verb, a zeu ac'hanout, hag ac'h eus graet drezañ pep tra o kaout ennan plijadur da youl : E gaset ac'h eus eus an neñv, en askre ar Herc'hez. O chom enni en deus kemerec korf. Diskouezet eo bet evel da Vab gant nerz ar Spered Santel hag evit kas da youl da benn, ha gonit dit ur boblad sakr, en deus astennet e zivrec'h en e Basion, evit dieubiñ gant e boaniou ar re a gred en:out. Pa 'n em roe a youl vat da c'houzañ poan da zispenn ar maro, da zistrujan ereou an diaoul, da vresañ an Ifern, sklerijennin ar re vat, diazezañ ar feiz, ha diskouez an dasorc'h, e kemeras xx bara hag o reñ grasou e laveras : kemereit, ha debrit, kement-mañ eo va c'horf, a zo torret evidoc'h. Hag en hevelep doare evit ar c'halur o lavarout : kement-mañ eo va gwad skuilhet evidoc'h Kement gwech ma refot an dra-mañ e refot eñvoradur ac'hanon ... "

Diwar an eveziadenn hon eus degaset e c'hellomp tenañ eta kement man : an oferenn eo da gentañ eñvoradur Basion ha Dasorc'h hor Salver, met diwar-se eo war un dro eo eñvoradur holl visteriou hor Salver. En krouidigez bleaveziad al lidou eo c'hoarvezet un dra heñvel, hag a dlee c'hoarvezout, rak nen eo bleaveziad al lidou nemet an oferenn displeget. En un hevelep doare eo bet da gentañ ar Basion ag an Dasorc'h o deus kavet lec'h war tro an anzer, ha diwarne misteriou all hor Salver pe war-rack pe war-lerc'h .

"Ar steredenn-xxi gentañ hag en em ziskouezas en neñv al liderez a voe goul Pask . Dindan an ano-se e lakaed gwehall-kentañ n'eo ket

{1} I Tim. III,16 .

{2} Eñvoradur an Aotrou, gant Dom Odor Kasel, m'nac'h eus Maria-Laach, pennad Ian .

{3} De Laval-Loyz an Herri-Adren-Pennad 12 .

hepken gouel adsavidigez ar Salver, met iveau Pasion ha maro ar C'hrist an tri deve-se a oa da gentañ evel un hevelep gouel ; a-wechoù e veze lavaret Pask ar Basion, Pask ar Groaz, Pask an Dasorc'h ; ne oa en gwirionez nemet un hevelep Pask. Ha war deiz ha bloaz ar misterioù bras-se, e veze taolet gant ar gristenion seul vrasc'h evez, ma veze dija "torridigez ar bara" adlidet ganto ur wech ar sizun da vihanañ, un envoradur anezo. Hag-enn ne veze ket an Eukaristia, ar Pask, un envoradur da Basion, maro ha Dasorc'h an Aotrou ? Pa lava-rump en oferenn : " Setu perak, ni, ho servijeron ha ho pobl santel a-bez, o kounaat ar Basion evurus hag an Dasorc'h eus an ifernioù." An Eukaristia hag he doa krouet ar sul ha santelaet ar sizun a groua iveau, en un doare bennak, lidou ar pask hag a daolas he bannoù war ar bloavez a-bez. Ar greizenn e voe ma 'n em stummas endro dezi bloaveziad al lidou a-bez.

Pep gwech ma veze kinniget sakrifis an Eukaristia, e oa Pask a veze lidet. Nemet naturel e oa e vije muioch'h a don gant ar gouel d'an deiz ha bloaz anezañ ; sed a voe ar gouel kristen kentan, kreizenn bloaveziad al lidou ...

Pask a sache w'r e heul ar Pantekost, a voe merket d'an hanterkant vet deiz goude an dasorc'h : gouel diskenn ar Spered Glan war an ebrestel bodet er gambrlid e oa. Evel ur gouel dibaouez, ur jubile, un marevez a levenez e oa an hanter kant devez-se ne veze ken yunet enno, e veze daleet en o doug gant ar binijenn, na veze ket ganto zoken ken i-telek ha boaz, an emzalc'h er bedenn. Diouz gouel Pask eta ar Pantekost, ha mint-dont a ra ganti a genstag .

Betek d'an amzerioù kosañ e tenn an daou quel-se ; a-dal an eil kantved e vezont meneget gant ar skrivagnerion gristen.

Evel ~~se~~ sache ar Pask war e lerc'h an hanter kant devez gouek-se, e c'houenne iveau un aozidigez dre ar bedenn hag ar yun ; ac'hano ar C'hoaraiz, a grogas goude termal un tammig, da ou ugent devez arack Pask.

Unan hag unan e tlee ar pennvenez diskleriet gant gouel Pask gervel ermaez eus an denvalijenn, pep hini eus ar gouelioù kristen, evel kement all a steredennou. Deiz ha bloaz ganedigez hor Salver, evel hini e varo a oa dellezek da vezañ lidet gant ton : betek an amzerioù kentañ-holl e sav iveau gouel Nedeleg.

Nedeleg ha Pask a zeus da vezañ evel daou penn-shel bloaveziad al lidou. Un aozidigez a ~~mek~~ voe roet da Nedeleg, an Azvent a bad hiziv peder sizunvez. Hag evit peurrest ar bloavez e voe sachet e barz trogloc'hiaid ar penn-cuelioù-se .... " (7)

Aberz an oferenn eo eta mammenn al lennaduriou hag ar c'hannennou a zo bet aozet en dro dezañ war hed ar bloaz. Hag evelse e tlee c'hoarvezout evit a teufe an hini hag a zo heol divrall hon eneoù xda skuilhañ warnom e sklerijenn liesdoare, ha da reiñ dimp ganti ~~xpk~~ splannoc'h buhez, evel ma ra nerz an heol e bed an danvez .

Met goude tennañ e c'halloud eus an oferenn, e tle sulioù ar bloa distrein dezi. Ar gouelioù hag a envoromp a-hed an amzer hini hag ~~x~~ hini, nen int nemet evit un aberz splannoc'h bepred en envoradur klok ; an oferenn a zo ar c'hendastum anezo. Diwar an oferenn hag

(1) Dom Cabrol-Levr an Hen-Bedenn- Pennad 18 .

evit an oferenn eo bet savet bloavezzi al lidou .

Met klaskomp pelloc'h. Mar deo ken start-se an dare predou etre ar gouelioù kristen hag an Eukaristia, daoust ha ne dleomp ket lava-rout ez int un hevelep sakramant, daoust ha n'o defe ket un hevelep galloud santelaat ? Peogwir nen eo ar bloavez kristen nemet displagadur an emglev nevez ha peurbadus, n'eo ket souezus e vefe erket dezañ gant Tadoù an Iliz evel Sant Leon, un nerz sakramantel par d'an hini a anavezomp da bedenn-veur an oferenn .

Lidou ar bloaz n'int ket un arouez kleuz, n'int ket un envoradur goulloù. Evel pep sakramant ha pep oferenn ez int un arouez efedus.

Hag efedus eo an cferenn e daou goñver : evel meuleudi d'an Tad, evel santelidigez hon eneoù. Ha kerstag eo an eil efed-se hag egile n'heller ket disrannañ anezo; n'heller ket meuliñ an Tad hep sante-laat, na santelaat hep klask meuliñ an Tad. Hag evel pep sakramant ez eo an efedou-se, gras a-berz an Tad, unvaniez gant r Verb; lusk an ene dindan nerz ar Spered Santel.

Gwelamp tostec'h penaos e talv kement-se en bloaveziad al lidou.

#### MEULEUDI D'AN TAD

N'eus nemet Doue hag en em anav awale'h evit rentañ dezañ e-unan ar c'hlod dleet. R Verb, setu ar ganenn a gân an Tad dezañ e-unan en peurbadelez e natur. Pa gas e Verb e grouadelez eo iveau evit ma kanou e Verb e veuleudi er bed : donedigez lab Doue er grouadelez eo bepre an Tad o reïñ meuleudi dezañ e-unan gant ministrerez Jezuz Krist hag e Iliz. R Vab hag an Iliz a zo un hevelep personelez o rentañ grasou dezañ. Rak bezañ advibion d'an Tad eo bezañ heñvel ouz e Vab, bezañ ur ganenn a veuleudi dezañ .

Pez a c'houlenn an Tad eo eta ma lakaimp ennor mennadou Jezuz Krist, mennadou e Galon sakri o 'n em reïñ gant e vuhez hag e varo da glod e Dad. Sellit ouz pedenn-veur an oferenn, an Eukaristia, ar rentañ-grasou :

"Dellezek ha reiz e gwirionez, just ha salvus eo rentañ grasou e pep amzer hag e pep lec'h, dit-te, Autrou Santel, Tad holle'halloude Doue peurbadus ".

Ha gant diwez ar bedenn eo ken daer all, ar ster anez : "Dre ar C'hrist, gantañ hag emañ eo dit-te Doue an Tad holle'halloude, en unvaniez ar Spered Santel, pop enor ha gloar a gantvedou da gantvedou, amen "

Ar bloavez kristen evel an oferenn a zo da gentañ holl un aberz a veuleudi, "sacrificium laudis" evel ma lavar kenbedenn-ginnig an 23 vet sul goude ar Pantekost. Ha pa seller mat e weler pegen bras eo al lec'h roet el liderez d'ar veuleudi, er c'hanennou-digor, en Alleluia, er Gomunion. Peogwir ez eo an aberz a veuleudi e Dad mennad pennañ hor Salver a-hed e vuhez, penaos ne vefe ket iveau ar rentañ-grasou d'an Tad mennad pen an Iliz pa gouna gant bloavez

al lidou misteriou Jezuz-Krist ?

Sulioù ar bloaz a zo eta an tu evidomp da veulin an Tad en abeg d' Vab, evit kement splannder, kement burzud end eus sevenet ennañ, hag inez eo an tu dimp d'en em unaniñ gant ar Mab, en e visteriou diskulic a bep eil, evit kanañ gantañ d'an Tad pep lavar a garantez, dindan lusk ar Spered Glan. Martez n'omp ket techet ken da sellout evelse ouz an traou Gouzout a reomp e tleomp gant bloavez al lidou en em stummañ ouz Jezuz Krist ; met gant ur menoz emgarour e sonjomp ez eo hepken evit tennañ gonid evidomp, genel d'ar c'hras gant e ~~gizivivelez~~, c'hinivelez, mervel d'ar pec'hed gant e varo, adsevel er c'hras gant e zasorc'h. Ne soñjomp ket n'hell/imp tennañ fruez puilh eus misteriou hor Salver nemet gent lakaat ennomp e vennadoù. An unvaniez a youl gant n'e an hini a zo da gentañ-holl da dizout.

Pez a vank dimp eo sellout ouz ar bed evel ma sell outañ an Tri Person, en em lakaat a-du gant to evit barn pep tra, ha gwelout peseurt abeg a zo da bep tre. Pez a vank dimp a-benn ar fin eo ar feiz, rak ar feiz eo anavezout pep tra evel ma ra an Tri Person. Fogen, chom a reomp gant hor soñjou-den, gant gwel hor gonid, gant enklask hor mad.

"eo ket da lavarout n'hon eus ket gonid da dennañ gant lid ar gouelioù, n'eo ket da lavarout n'hon eus ket da deurel pled ouz hor c'hoantegz da bareañ, hor spred da reizañ, hor youl da greñvaat. Ne an tu gwelañ d'hen ober egen em dreñ da gentañ da veuleudi Doue. War dachenn ar c'hras, ur garantez urziet mat ne grog ket ganimp met gant karantez Doue : " Klaskit da gentañ Rouantelez Doue .... "

#### SANTELI DIGEZ HON ENBOU

Mar domp tennet a-galon da vevañ d'an Tad hervez mennadoù Jezuz Krist en misteriou disheñvel e vuhez-den e vo roet dimp gant an Tad : pok a vuhez, hon serriñ a ráio en e zivrec'h da skuilhañ ennomp ~~muioù~~ muioc'h-mui teñzoriou e natur-Doue ha da zigeriñ dimp kumuniez an darempredou a gevre an Tri Person kenetrezo .

Met zoken, mar ankounac'homp anezañ e teskenno warnomp un dra bennak eus e c'hrasou, mar klaskomp da vihanañ en em unaniñ gant e V

Rak misterioù buhez hor Salver a zo mammennou peurbadus a c'hras evidomp, pep hini o tegas ur c'hras ispisiañ : Nedeleg, bezanp mibion d'an Tad; ar Basion, mervel d'ar pec'hed ; an Desorc'h, adsevel d'ar vuhez. Kement gwech ar vez graet envoradur eus ar mister-mañ, eme al liderez diwar-benn an oferenn, eo oberenn hor Silvidigez a vez laka da dalvezout. En un hevelep doare, pep tro ma vez lidet ur mister bennak eus ouhez ar C'hrist eo nerziou salvus ar mister-se a zo lakaet da dalvezout.

Santelaet ez omp de vezañ kenstum gant Jezuz-Krist, da zont da vezañ muioc'h-mui ezel eus e gorf kevrinus. N'omp ket hon-unan er C'hrist. Ur c'horf ez omp gant hon holl vreudeur a-gevret. Ha pep unan a dle neuze bevañ er c'horf-se evel un ezel, da lavarout eo una gant ar penn ha gant ar re all. Sed ar pez a reomp en Ili. Lidan a reomp unanet ~~gizivivelez~~ an hevelep gouelich, o kanañ a gevret, o komuniañ asamblez. E a mar en em zistaomp diouz ar re all eo ar C'hrist en em zistaomp dioutan. Rak an Iliz eo ar C'hrist e-unan. Jezuz eo Roue an Israel nevez, santelaer ar poblad sakr merket gant e sin er Vadeziant. Unan ez omp gantañ, ha bevañ a reomp ennañ ha gantañ un hevelep buhezL

Morse ne c'hellimp eta dougen prize awalc'h d'ar gouelioù kristen, d'an oferenn ha d'hol levr-oferenn, paz int buhez ar c'horf kevrinus a-bez, lec'h ma vevomp a-unan gant ar Verb, lusket gant ar Spered Santel da ganañ meuleudi d'an Tad, an Hini a zo mammenn pep donezoù.

Un autre document de la même époque, daté de 1915, décrit "sixième partie de la messe de l'Assomption de la Vierge Marie". Il décrit les gestes et les paroles utilisées pour chaque élément de la messe. Il indique que les paroles sont en brevet et que les gestes sont basés sur les traditions de l'église de Rennes. Il décrit également les gestes et les paroles utilisées pour chaque élément de la messe.

Il décrit également les gestes et les paroles utilisées pour chaque élément de la messe. Il indique que les paroles sont en brevet et que les gestes sont basés sur les traditions de l'église de Rennes. Il décrit également les gestes et les paroles utilisées pour chaque élément de la messe.

## AN AZVENT

Ar ger "azvent", debet eus al latin "adventus", donedig a fell dezhaf hol lekant war evezh ha war spi, war du an Hini 'z o tent gent Bedeleg, " missionis", gent gouel C'hinivelesh. Met boozet omp de welout hepken e gouel Bedeleg, efforadur ganedigezh Hor Salver e Bet-lehem, ad sonj un dervoud tremenet. Ha diwar se e strizomp menoz an azvent. Ne vefe ken nemet un distro a-spered amzer an Testament kozh evit e'hoantast gent ar Brofeted donedigegh ar Mesiaz.

N'em eus ket soñj tamm ebet, hen gouzout a rit, da "zisiatore lañ" misteriou Hor Salver : merket an eus bepred en enep o lec' war dachenn ar fetis. Diskleriet an eus e oa perzh dibar hor relijon bezaf war un dro war dachenn= an holleg ha war dachenn an hiniennel, war dachenn an difetis ha war dachenn an istor. Ha pa dle d'hor relijon respont d'hec'h eno a galik, a hollvedel, e rank bezaf evelae. Non Doue en deus krouet an holl-hag an hiniennel, ha relijon an Doue bev a vo enni fetis ha difetis.

Ar pezh a damllan dañmenoz an azvent an eus meneget da gento eo-ehom re strizh war dachenn/ ar fetis e-unan. N'eo ket katolik swale'h, ne glesk ket brec'hista awlc'h. Rak an azvent eo lid pep donedigegh eus ar O'christ er bed, pep donedigegh, pe dremene pe a-vremenn, pa da zont (1).

Deuet eo ar O'christ izolek, e paourentez ar c'hou, e doustan e galon, hag e-pad e vuhez-prezeg e-tiskouez d'na eus nep galloud douarel nemet galloud ar burzhudoù hag snaoudegezh kevrinou Doue. Deuet go ar O'christ, met dont a ra bepred gant labour e/ Iliz, gant ar c'hras o c'honit en eneù ; emañ o ledañ war dremm ar bed tachenn e Rouantelezh hag o kreskiñ niver e zibabidi. Dont a ralo erfin, pa vo kaset da barn an hollved gant galloud ha meurdez; Rose ha penn-rener ur Groudalezh.

H'it ket da grediañ koulskonde e vefe avel-teir donedigegh disheñvel a o'hellfemp gend-se // unanif diwar e'horre hepken. N'eus nemet ur mister a zonedigegh, an hevelep hini en e ziabar disheñvel hepken e zoareoù diwez e-kreñch an istor. An hevelep mister a zonedigegh ez eo, a grog adal krouidigezh ar bed, en em ziskuill gant donedigegh ar Verb e-korf e-Wer'hed, en em zisplego betek fin ar bed, ha n'en devo diwezh ebet ; rak kenderc'hel a rao ar Verb da zont ha d'en em reñ d'en eneù ha d'ar bed a-hed ar Beurbadelezh.

Un feterer louchével a zo N'eus nemet ur mennad a largentez doueel, mennad hep gallaen, hep c'hwitadenn. Mar neblant diouzh hon doare gwelout, en em zisplegañ gorrek ar mennad-se, mar domp e wechou dirondennet gant e zoare, kredomp koulskonde ez eo an Tad an hini an deus divizet pep tra gadel ar penn kantek betek ar fin. Pa zisplego deroh ar bed, e priente enkorfidigegh e Vab, evel m'ennigant e garunpennor. Ar hir labour an Iliz ec'h aozañ korf kevrinus e Vab, a-benn da goloù Kastell a zo stourmer e leirec egle. Au cil arao zo puiwrigzh ha Kereuz hag heuneg eo au hien'a leoueg. Klaed ha tzhout, avauont an dia gant heireut a zo anezhañ. Aut au bolz jarempred e stag anezhañ ouzh ar re all.

an donedigezh diwezhiañ . Il'eus nemet un diskouesidigesh, hag en em zispleg e kerzh an istor, a-zereziou . Gwelit ar psalm 18 a zo kemeret div wech da sedorn 12 deizioù an Avent, er gradual hag en antifon-gomunieñ . " Sevel a ra eus un tu d'an neñv evit mont betek er penn all " Héñvel oush un heol a leugn koulzad an devezh hag ec'hender an neñv, e leugn ives ar C'christ an Istor en e hed, hag er bed a-bezh .

eus

Pa lavaran ez eo un Avent, mister pe donedigezh ~~xx~~ Verb Dose, e felldin ives komponen donedigezh ar Verb gent kement a zo anezhi ; dont a ra ar C'christ er bed-mañ da vezñ oue war pen tra, ha dreist-holl war an ensoù ; dont a ra da zinzezenñ Rouantelezh an Nefv . Evelse o tout d'en em gorfañ e-keñmer dija e-menned (de Jure dindan e zalc'h kement ene e reno warnañ diwezhatoch', evel m'eo barnet e-menned adal vremñ pep dan ha pep tra, daoust n'eo ket diskouezet c'hoenz ar vern-se d'hou daoulegad .

Misterioù hor relijion a zo eta misterioù leunder fetis, a leunder istorek hag hollvedel . Misterioù katolik ez int . Hag en em ziskouez a c'hellont dindan neur a zoare diavæz hep en em truzunañ, en abeg d'an ungender soezhus o deus en o disbarzh, en o isvoud (substantia), under ha leunder a zo ar C'christ en abeg anezho .

Setu perak etre un doareoù diavæz o-unan ez eus ur c'henson soezhus, un emresponst a oar mat an Iliz / ber gantaf e testennou he liderezh . An Iliz-hi a un v he finvidigezhioù .

Bre mañomp tud o deus ezhomm ober gent o faltazi, pe ne veisomp ur wirionez uhel nemet enkorfet e veze, e tiskouez dimp un Iliz e-pad an amzer-mañ un nebeut skeudennou .

Da gentaf evel just, skeudem ar C'christ, an Emmanuel, an "Doue ganimp ", evel m'eo bet diouganet ha gortozet, evel m'en deus en em ziskouezent gent e vuhez da bobl Israel, evel m'en em ziskvilh bremñ d'an eneoù, evel m'en em zisklerio e fin ar bed, hag hep diwezh e-pad kantvedoh ar c'hantvedoh . Pe war blouz ar c'hrasou, pe war kosbrennou en neñv, an hevelep Doue ez eo, Roue a/ wirionez hag a sklerijenn, a vuhez hag a c'halloù, a zouster hag a beoc'h.

Klev, Jerusalem, klev va ene, rak en daiz-se e vo sklerijenn vrás ( 3<sup>e</sup> antifon lañ sul, lañ antifon an 3vet sul) Diskuliet e ve ar c'hevriñou kuzhet, betek an diskuliedur klod m'en em ziskouezo d'az taoulegad, tal oush tal, sklerijenn divent an lotroù emañ e-un : " Silvidigezh a ziskouezin e Sion hag e Jerusalem va c'hlod, alleluia ( 3<sup>e</sup> antifon an 3<sup>e</sup> sul) Dont a ra, e-kichen ~~eruan~~

Gwel Jerusalem, setu-en gant e sent ( 2<sup>e</sup> ant. an 1<sup>e</sup> sul) , er sent-se en deus dibabet adalek ar penn kantaf hag a gendalc'h da sevel ennout, Rouantelezh an Nefv, betek ma teuint e klod ar varv diwezhiañ . Gwel Jerusalem, ha prezeg e c'hlloù, rak nerzhus eo an, Doue, evit reññ ar peoù'h d'an eneoù, ha salviñ anezho diouzh krog an desvalijenn ( 4<sup>e</sup> ant. ar pevare sul, antifonok O- bostor merc'her an da ouzek deizioù an Avent)

Ne ren nemet notañ un draig bennak e tremen, deoc'h-c'hwi da glask ha da gomgren .

=====

*w da Kendeur  
w ar brezhenn*

Het ne zeu ket Verb Doue er bed-nâñ hep asant ar Groundelesh ; setu un doare eus mister e zonedigedh ne doolomp ket outañ pled awalc'h . Ha ~~skoudem~~ veur an asant-se, ret da zonedigedh ar Verb, eo er Were'hez Vari : " Setu servijerez en Aotrou " Kelz a vefe da ltv rout diwar benn an asant-se, mister a adkavomp e buhez doueel an ene, e buhez kevrinel ar galon ; asant ken ret a zo, an doare-obererezh a c'h oulenn digeniac Doue : en em reis d'e c'hras gent sentidigedh, en em zigeriñ dezhedh ~~d~~ ma tevio d'ober . Ha setu kement-se arozezet dimp dindan skoudem Vari o tegemer ar c'helou mat digant an Ael ( viel merc'her an 12 deizioù ) Ni ives a lever : " Pensos e c'hoarvez o kem nt-se, ma tevio ar Verb da vevñ ennomp ". Hag an Ael da respont : " Ar Spered a zeuio emout, n'eo ket da nerzh-te, met hini an Aotrou a roio kement-se ".

Kouviet omp ni ives da c'henel ar Verb ennomp, en doare ma kresko ennomp muic'h-mui, ma teuimp da vezñ n'eo ket ni mui ken, met ar C'christ . Dougerien ar C'christ ez omp, ha mister ar Were'hez eo hini pes kalon kristen e resev en he glanded, en he gwerc'hted, en Emmanuel, an hini a zeu : " Ur were'hez a engehen to hag a c'hano ur mab, ha roet e vo da anoy dezhñ Emmanuel "(Komunion mero'her an 12 deizioù) " An Aotrou a roio e vsdelezh, hag hon douar a roio he fruezeh " (Komunion ar sul 1<sup>e</sup>) ister a gommion, a chomadur eus ar Verb ennomp, mister a zaskemm hag a unvaniezh .

Het pa zoengomp anezhañ ennomp, n'eo ket dinerzh ha dic'h'l lound hon buhez. An hini a zo ennañ ar Roue, a zo vél Jjerusalem, ur c'hrefylec'h ; difennet eo gent an Aotrou e-unan ha difennet mat e vo : " Sav eta, Jerusalem, ha chom war an uhelderioù, ha gwel al levenez a zeu dit a-berzh an Aotrou "(Komunion eil sul an azvent) " Sav va ene betek barr ar bedenn el levenez. Jerusalem ti-ennez an Aotrou, keoded Rous, a zo ar Were'hez Vari, a zo an Iliz, a zo an ene kristen. Ha bezañ an Aotrou ennomp n'eo ket diefed . Setu, Gwerc'hez Vari, maz ez war du da geniterv Elizabet ( viel Gwener an 12 deizioù) da gregiñ gent mister ar gweldennou sekr, a die an Iliz ha ni kender'hel war da lerc'h . Krog out da vezñ lodennerez a c'hras evel ma vo wr da lerc'h, gent ar sakramantoù, an Iliz a zoog enni Jezuz e telennou an aoterioù . Ni ives ez omp pedet da vezñ roerion ar C'christ ; ar C'christ hon eus bepred da reis d'ar bed, da adsevel pep tra er C'christ, instaurare omnia in Xto ; rak neuze hepken e c'hellimp konañ gent ar Were'hez : " Magnificat anima mea Dominum - Brasaet an Aotrou a ra va ene " Ar santualioù m'en em lid mister ar Were'hez n'eo ket hepken ti Nazared, na ti Zakari e bro ar menezioù, met pep ene kristen hag ar bed e-unan .

Biwazh ! N'omp ket dinoma evel ar Were'hez Vari ; ni dindan bec'h her fallagriezh hon eus ezhomm klevout mouezh an hini a zo deuet da râgozañ hentoù an Aotrou . Kemenn a ra an domedigedh, o c'harmiñ evel leon ar gouslec'h : Yann Vadezour ez eo,

prezeger vras en distro da Zoue. Setue skeudenn vras eo'h ar ouegier renkennad an Diouganerion dremenet, ha renkenned ar brezegarion da zont : " Va ael a gasan dirak da zremm, evit me ragozo an hent dirasout " Yann a gendalo'h da c'harmañ hag a gendalo'ho betek fin ar bed, dre c'henou kement hini a gompez hag a ~~euna~~ hentoù an notroù . Zoken pa zevio Elias e fin ar bed e vo Elias evel Yann, evel m'eo bet Yann evel Elias .

*wiguh ijdeh  
yjh Kerven*

E-touez diouganerion an Testament Koch ez eus koulskou . un all c'hoazh a welomp treset ast e zremm a-drek da hini Yann . Isaïas an hini eo, diouganer d'onediged hag aotroù . Lennet e vez e gentelioù er Brevial e-pañ an amzer-mañ, hag ives en oferennou en docuzek deiziou . Rak Isaïaz eo an hini a ziougen, en e leunder, holl vister an donediged . Koulskoude, mar klas-komp kendastum en ur skeudenn verr an holl vister-se, pehni a vo ? Setu, ur werc'hed a engehento, Mari da gentañ, ha war he ler 'h kement ene a 'n em c'hiana gant an emzicuer, hervez komzou ha skouer ar Badezour .

=====

" Ar Spered Santel a zevio warnout " An amzer-mañ eo amzer ar Spi . ar fizianis eo dija ger-atur ar sul kentañ, met gant an eil sul (lennit mat an abostol) e tieomp bezaf leun a spi, hag en em harpaf war nerzh divrall ar Spered Santel . Drezomp hon-unan n'hellomp netra : ar pedennou a-stroll hel luvar dimp dibaouez ; met nerzh an aotroù a c'hell pep tra, hag n' nerzh-se eo ur personadur-Doue, ar Spered Santel . " Fecit mihi magna ..." Traob bras en deus graet ennon, ene Vari, an Hini a zo galloudus " Setu war un dro diazez hon fizianis ha diazez hon Izelegezh . Gant ar Spered Glan e c'hellomp war un dro stagañ gant ar pep diaesaf ha bezaf er surentez .

Mar bevomp evel-se er spi, o tivizout en hor c'halon gant ar Spered Glan, hemesh hag a zo glan hon glanaio, hag a lido ennomp mister enkorfidiges ar Verb, evel m'en deus graet evit ar Wer'hez Vari . Hag e skvilho ennomp levenez . " Et exultavit spiritus eius ... Va spered a verv gant ar joa en Doue va silvidigesh

C'hunesait frond an amzer-mañ, trivli an ene, levenez bleuniou kevrinus gwenn ha roz o tigeris, levenez a vez roet d'ar re a gar e zonedigedh ( II Tim. IV,8)- levenez ha peoc'h dreist Luvar ( Abostol an 3<sup>e</sup> sul)

men !

Un diforc'h bras, evel ma ouzomp, a zo etre Kelc'hiad (Cycle) Nedeleg ha kelc'hiad Pask.

Hemau, kem er da greizenn ar Sizun Santel ha mister hon daspres, a venn taolennañ dimp istor ar bed penn da benn, d'hol lakaat da gompreñ ez eo sakrifis ar C'hrist, an abeg da bep tra er bed, an darvoud a denn dezan kement a c'hoarvez en araoù, an darvoud a denn dicoutañ kement a c'hoarvez war e lerc'h. Rak gant Sul ar Seiz Sizun (Septuagesim) eo istor Adam a grogomp gantan er Brevial, hag e kendalc'himp evelse gant istor ar bed, betek ar fin, betek eil donedigez hor Salver, a lidomp er XXIV-vet sul goude ar Pentekost. Kelc'hiad Pask a gelenn dimp ar Brederouriez (philosophie) ~~xx~~ eus an istor. Pehini eo talvoudegez an darvoudou a'n em heul war an douar, peseurt stêr o deus ? Stêr ebet, a respont an Iliz, nemet dre Bask ar C'hrist.

~~remenet~~ Disheñvel eo Kelc'hiad Nedeleg. Da gentañ holl disheñvel dre ma glask ket dibunañ darvoudou a istor en o urz, met o brec'hiañ en ur sel ad unan. Mennañ e chom ar sonj evel a-us d'an istor. Pa gomz dimp an Azvent eus donedigez ar C'hrist, ne vo ket hepken e zonedigez e kraou Betlehem e vo kaoz anez, met pep donedigez eus ar C'hrist, pep donedigez tremenet, pep donedigez a-vremañ, pep donedigez da zont. Nag evelse e c'hello an testennoù tostaat buhez hor Salver er bed ouz e eil-donedigez evit ar varn diwezhañ. En hevelep doare, n'hellomp kompreñ netra ~~et~~ Gouel Nedeleg o klask hepken ennañ lid eus ar c'hinivelez c'hoarvezet gwechall e kraou Betlehem. Kalz muioch a zo ha kalz ledanoc'h ar sonjoh. Anañ n'eo ket hepken an istor a wel an Iliz, met en tu-hont d'an istor, eo ginivelez ar Mab gant an Tad e splannder ar beurbadelez, eo ginivelez ar gredourion evel advibion d'an Tad, eo ginivelez ar Verb ~~en~~ enec'h.

Setu perak en em ziskouez dimp kelc'hiad Nedeleg gant ur binvidigez a zo diaes he c'hompreñ ~~a-bez~~. Klaskomp koulskouede resisaat un nebeut menuzioù.

Marteze ar sonj ~~kankk~~ a vefo kentañ ha pennañ en Kelc'hiad Nedeleg eo hini Rouantelez Doue. Met evel m'hon eus lavaret, Rouantelez Doue gwelet gant kement a zo anez. Ha neuze an zvent eo gortozidigez ar Rouantelez, ar c'hoant hag ar atriv daveti; gouelioù Nedeleg-~~Epifaneia~~ eo ar Rouantelez o vont en he splannder, o 'n em ziskouez en he nerz; ar sulioù goude an ~~xxxx~~ Epifaneia, ar Rouantelez o 'n em ledanaat, o c'honit pep tachenn, o tispiegant ar galloudou a oa kuzet enni.

Met petra eo Rouantelez Doue ? Da gentañ holl ar Roue e-unan. N'eus Rouantelez ebet hep roue; al lezenn-se hag a zo gwir evit rouanteleziou ar bed, a zo muioch c'hoaz gwirion amañ. Rak hep Doue da Roue n'eus ket Rouantelez Doue, hep ar C'hrist da Vroud'henn, n'eus ket a advibion d'an Tad, hep ar Salver n'eus silvidigez ebet, hep kef ar wezenn n'eus ket brankou, hep ar penn buhez ebet er c'horf.

Rouantelez Doue eo sta ar Verb o 'n em ziskouez, komz Doue o 'n em zisk liañ, ar c'hoaz roet d'an dud, ar feiz o c'honit an ene,

kement donezon dreist naturel digant Doue d'an dud, an Testament koz, an hini nevez, ar Promesou d'an uheladou, feiz Abreham, koz komzou ar Brofeded, ar Skrituriou, kempennalur an Iliz, ar Sakramantoù, al liderez, prezeg gredus an abostoled a-vremm evel prezeg ar re a-wechall, hag a-benn ar fin ar varn diwezañ ha diazezidigez an urz peurvrat. Kement-se holl.

Rouantelez Doue eo an Israel a-wechall, pobl Sion, evel ma lavar e'l sul an Azvent. Met dreist-holl an Israël nevez, Jerusalem an eneoù. Hag en tu-hont d'ar bed-mañ, Jerusalem an nev.

Rouantelez Doue eo ar eneoù a drec'h ar c'hras enno. Na da gentañ holl ar Werc'hez Vari, an hini zo leun a c'hras, an hini he deus enni trec'het ar c'hras en un doare dreist. Na setu perak, Kelc'hied Nedeleg eo ar c'houlz da sellout dreist-holl ouz kaerderiou mamm Doue. Pe e vefe lidet he sentidigez ~~où~~ ar Spored Clan, hec'h emmec'h da Zoue, he dinamded, pe e vefe gwelet anezzi evel pennpatrom an Iliz o c'henel ar C'christ d'ar bed, o tougen anezan ~~en~~ <sup>du</sup>ivrec'h, o tiskouez anezan d'an dud. Sed aze ar Rouanez, ar Vann ha war un dro ar bried d'ar Roue. Na sed aze pennpatrom pep one kristen. Rak kement a zo ~~uk~~ c'hoarvezet ez leun er Werc'hez Vari, a die ives dent da wir en un doare bennak e pep kalon gristen; ha daoust ma chomo disteroc'h ennomp, eo an hevelep mister a die en em skeudenin ennomp ives.

Rouantelez Doue ennomp eo hon ene o sentiñ ~~star~~ <sup>out</sup> c'hemenn eus an nev, ar Verb degeneret ganimp, o ~~c'henel~~ ennomp, o'n em enkorfan ennomp, o kreskin ennomp. Hon ene o reiñ ar Verb d'ar re all hep koll anezan, o reiñ eus hol leunder. Rouantelez Doue eo ar vuhez kevrinus diwar skouer ar Werc'hez, ar vuhez kevrinus renet gant ar Werc'hez Vari, gant an Iliz.

Kelc'hied Nedeleg eo lid ar Vuhez Kevrinus, rak Rouantelez an nev eo eured Verb Doue gant hon natur-den, Rouantelez Doue eo hor c'halon o tont da vezan pried ar C'christ. Na klevit Yann Vadzour o tridal dre maz eo en keneil ar pried. "Le, emezan, n'on ket ar C'christ, met degaset on bet en e raog. An hini a zo gantan ar wreg yaouank eo ar pried, met mignon ar pried p'eman aze o selaou anezan a gav levenez gant mouez ar pried, hag al levenez-se am eus me en he leunder" (St Yann III, 28-29).

Hag evit sellout ouz ar vuhez-se dre un tu all, ar Vuhez ~~Kevrinus~~ eo mister Nedeleg ennomp, eo en Ted o c'henel e Verb ennomp, eo ni o tont gant ar feiz da vezan Verb Doue, da vezan ~~un~~ gant ar Verb.

Nedeleg eo gouel hon ginivelez doueel.

livelagez ar c'houe .

## KELC'HIAAD NEDELEG

Evel m'emañ bremañ en em zisrann bloaveziad al lidou etre daou  
gelo  
gelc'hiaid, an hini kentañ da ouelioù an Nedelec, an eil en dro da  
puelioù ar Pask. Hag en un hevelep doare eo bet stu met pep unan,  
gant ur prantad-aozañ, ur prantad-gouelioù, ur prantad-heuliañ .

Evito da vezañ par en o stumm diavaez, n'o deus ket koulskoude an  
daou gelc'hiaid un hevelep talvoudegez. Kelc'hiaid Pask, evel ma tice  
vezañ, en em ziskouez evel an hini pennañ, an hini hirañ iveau, lidet  
ma vez gantañ, evel ma lavar an Ofcrenn, "Pasion e virus ha dasorc'h  
klodus " hor Salver .

Set ne vo ket disp amzer gollet sellout tostoc'h ouz an diforc'h  
a zo kenetrezo, pa ne ve nemet evit diskoulmañ un diaester a zo bet  
savet, nevez'zo, diwar o fenn. Mar digoromp ul levr oferenn e welomp  
e krog bloavez al lidou gant an Azvent : Kelc'hiaid Nedelec eo an hini  
a zeu da gentañ.

Hogen ar c'hontrol, eme hiniennou (1), eo a dlefe bezañ. Rak el  
liderez, gant peseurt prantad e kroger da zisplegañ istor ar bed ?  
Gant ar Septuajezi, da lavarout eo gant kelc'hiaid Pask, n'eo ket gant  
kelc'hiaid Nedelec. Mar kroger el levr oferenn gant an Azvent da  
gentañ, n'eo nemet diwar abegou a-ziavaez, dre ne vefe ket hervez ar  
poell komz eus Ginivelez H.S. goude e varo war ar groaz. Met evit  
gwir nen eo Kelc'hiaid Nedelec nemet un astenn da gelc'hiaid Pask ;  
sellit penaos en em stag kentañ sul an Azvent d'ar sul diwezañ goude  
ar Pantekost. Gwelout hepken en gouelioù Nedelec envor eus buhez kuz  
hor Salver a zo bezañ berrwel meurbet, rak Kelc'hiaid Nedelec eo lid  
donedigez hor Salver en e c'halloùd da fin ar bed, kenkoulz hag en  
=====

(1) An Tad Jozeb Kramp, Jezuzad alamm en e levrioù diwarbenn Kelc'hiaid  
ar Sulioù .

... ament be oħnejnejx kett l-akbari dindan u l-awtoriex very important n-izeleġej ar c'hraou .

N'eo ket dibouez an abegoù-se, hag awalc'h ez int evit tennañ hon  
evez war<sup>ar</sup>gudenn. N'int ket koulskoude evit hon treiñ a-du ganto. Rak  
n'eo ket a nevez 'zo eo stag an Iliz da gregin<sup>h</sup> bloavez al lidou gant  
kelc'hiaid Nedeleg ; a-viskoaz eo bet an hini kentañ.

Pepaos kompren an traou ?

Un diferc'h bras a zo eta etre Kelc'hiad Pask hag hini Nedeleg. Kelc'hiad Pask a zo istorek? Hini Nedeleg eo kevrinek. Kevrinek dre ma fell dezañ arvestiñ ouz misterioù hor Salver a-us d'an istor, dr ma komz dimp eus hor gin\_ivelez d'ar c'hras, eus hon advabelez \*

d'an Tad, eus misterioù kuzetañ an ene.

Dacoust ha n'hellomp ket lakaat dindan ul levarenn verr kement a zo e Kelc'hiad Nedeleg ? Eo - siger evidomp ur bloaveziad nevez Ar pennvenoz a seblant din ren warnañ eo an hevelep hini hag a gavomp ken anat en Aviel : soñj eus donedigez Rouantelez Doue. Sed ar "c'helou mat" a glevomp digant Isaïas, digant Yann, digant Hor Salver e-unan pe an Ebrestel, kelou mat unvniez Doue gant ar grouadelez, mister ar c'hras. Dont a ra Doue ganimp, Emmanuel. ~~Emmanuel~~ En, ar C'hrist eo ar Roue, mammenn ar c'hras evidomp, advibion maz omp~~Emmanuel~~ emmañ d'an Tad. En dro dezañ, ar Rouantelez, dindan skeudennou disheñvel : an Iliz, ar Werc'hez Vari, an ene kristen. Un embanner a zo d'ar Roue, Yann-Vadezour. Hag un embanner a zo iveau d'ar Werc'hez Vari ha d'an Iliz, Isaïas. En iveau a embann an Emmanuel Rak ur mister a embannadur a zo, ur mister a ziskouezidigez. Donedigez Doue en Iliz, er Werc'hez, en ene kristen a zo kemennet d'ar bed. Ar C'hrist e-unan, en em ziskouez, ha goulenn a ra iveau bezañ diskouezet, n'eo ket hepken gant Yann, gant Isaïas, met gant pep abost gant pep ene. An Iliz a ziskouez ar C'hrist evel ma ra ar Werc'hez Vari, evel ma tle ober pep kristen. Dont a ra emmo, hag iveau drezo.

M'a komprener an traou evelse n'eus diaesamant ebet da welout penaos en em stag kelc'hiad Nedeleg ouz hini Pask. Ober a ra al liderez evel m'en deus graet hor Salver en e vuhez prezeg : da gent embann ar Rouantelez nevez, ha goude-se diskouez penaos eo kaset da benn. Kelc'hiad Nedeleg a embann ar mister a garantez en deus diviz an Tad a holl viskoaz, ober ac'hanomp en e Vab advibion dezañ. Met skoilh a zo, ar pec'hed. Ret e yo dimp bezañ dasprenet gant ar Basi puraet hag adnerzet gant ar Spered Santel ha gant labour an Iliz betek fin an amzeriou. Kement-se a vo diskleriet gant Kelc'hiad Pas a ziskouezo dimp penaos e teu da benn ar mister a drugarez, penaos en em zispleg mister hon silvidigez a-dal krouidigez ar bed betek ar fin. Evelse bloaveziad ar Sulioù eo an Aviel adkemennet dimp, ai

Testamant nevez o vont da vezan̄ evidomp liderez ha sakramant .

Gant an Azvent eta eo en em zigor evidomp ur bloaveziad nevez a c'hrasou, maz aimp donoc'h en mister ar C'hrist Jezuz, ma kompre-nimp gwellloc'h petra eo an Aviel, keloh mat ar Rouantelez, hag oberidigez hon daspren. Ra zeuio ar silvidigez da vezan̄ embannet ha da c'hoarvezout muioch mui, ennomp-ni, ha drezomp er bed .

N E D E L E G

---

Evel m'hon eus greet evit mister an Azvent, en em von Zomp da  
 sellout ough mister Nedeleg (I) en e leunder, en e holl binvidigez-  
 hish . Nedeleg, n'eo ket hepken g'nedigezh ar C'hrist e krouz  
 Betlehem, met gouel pep ginivelezh <sup>lequel j'an j'as</sup> Verb Doue, o e'henel ~~le~~ en ask  
 an Tad er Beurbadelesh, ~~le~~ e toezh en dud e kerzh an Istor dindan  
 stumm un den . <sup>Ha</sup> N'eo ket hepken g'anidegezhioù Verb Doue, met kement  
 ganedigezh a zo stag ough ~~le~~ kent-h-me, da lav ront eo pep  
 krouidigezh adalek deiz kent-h ar bed, betek deiz diwezhiañ an istor  
 pa vo <sup>meur,</sup> ginivelezh ar bed en e urzh peurbad <sup>el hag ivy ren</sup>; ~~h~~ kement ginivelezh  
 e vleuniesh war steudad an istor, ~~le~~ dreistholl hon ginivelezh d'ar  
 e'hres gant ar Vadeziant, hag hon ginivelezh e kloñ an neñv goude  
 hor mero, evel advibion de Doue, <sup>Kement - se an hini!</sup> <sup>20</sup> lidet anñ . Hag ar mister-  
 'zo buhez, yonnikiz, frankiz, sklerijenn, silvidigezh ; kement se  
 'eo ~~dim~~ donezon, trugarez ha m'alezh an Tad. Kement se eo an Tad  
 o tisklerish en diavaez, frouezhusted e vuhez disbarzh, o reñ dim  
 dedañvez ar c'han dibouez <sup>a</sup> ~~en~~ g'anvez e askre, an Tad ough hor  
 gervel d'el levenez-se a zo hini e Vab en unvaniezh ar Spered gl'h  
 Pep ginivelezh er bed, pep krouidigezh, ned <sup>int</sup> eto e soñj Doue  
 en Tad, nemet un arouez, un dasson eus ginivelezh peurbodus e Verb  
 en e askre . <sup>Ha</sup> Nenedigezh Jezuz-Krist er bed-mañ n'he deus da bal,  
 heo'h unan nemet ~~ne~~ de hemm ar mister, galuidigezh ar  
 peptur d'el henevor <sup>degoz endro pep ha war du an Tad, g'level</sup>  
 g'level d'el henevor <sup>an</sup> porzh e buhez Doue. Pesh a dleomp eto  
 arvestiñ outañ da gentañ eo, kevrin ginivelezh peurbodus ar Vab,  
~~n'en~~ <sup>lanner ofer h an g'hant - roj sonn</sup> <sup>out-te, me eo</sup>  
 din : ~~le~~ va lab, <sup>an</sup> eus da e'h-net" (~~an~~ digon bag)

(1) Nedeleg a zo devet e brezhoneg eus al latin Natalicium  
 > Natalik > Nedeleg . Natalicium e talvezout Ginivelezh .

~~g-ecluie ofarann an hantec-naz~~) . Pronoeghusted an Tad, Ginivelezh  
 ar Verb e peurbadelezh Doue, ar ~~mister~~-se eo en hini a gan St Yann  
 e penn kentañ e aviel, evel mister pep mister, kevrin pep kevrin,  
 ha penn-diskleriadur pep tra."Er penn kentañ ~~er~~ ar Verb hag ar  
 Verb a oa ouch Doue hag ar Verb a oa Doue." <sup>er</sup> (an el of-an cleiz)  
 Verb a oa ouch Doue hag ar Verb a oa Doue. <sup>er</sup> penn kentañ e oa  
 e-dal d'an Tad. Ha pep kroudelezh, pep viel n'eo bremñ nemet  
 Galvadenn diavaez an Tad <sup>dabed</sup> ~~plan bed~~ <sup>de laur</sup> youc'hal ~~dabed~~ e garantez evit e Vab  
 ha galvadenn ar Hab <sup>dabed</sup> ~~plan bed~~ <sup>de laur</sup> e garantez evit e Dad.  
<sup>cham</sup>

Rak en o feurbadelezh e tivisj~~font~~ont kentañ en diavaez ~~o~~ garantez  
<sup>pedin</sup>  
 ha ~~garavel~~ raou all da ~~v~~nvez o levenez. <sup>Rak</sup> An eil mister a dleomp  
 anaf arvestiñ outañ eo ~~an~~ hini ar c'hendiviz-se etre an Tad hag  
 ar Hab diwar-benn ar groudelezh. Er penn kentañ e kengomment  
 kenetrezo diwar-benn ar bed, hag e kinnige an Tad d'e Vab diskouez  
 en diavaez e garantez peurbed evitañ ; hag ar Hab a ginnige d'e  
 Dad diskouez ives e garantez evitañ, e pok ar Spered glen. ar Hab  
 a ssante da Vennad e Dad. Hag ar mennad se a oa evit an Tad  
 diskulian d'an dad madelezh e galon, evit ar Hab bezañ breur henññ  
 d'un engroez a wreudeur, evit ar Spered Glen bezañ tan-lusker an  
 oberidigezh-se . Ar mennad-se a oa kloed evito o zri.

Adlennemp penn kentañ al lizher d'an Efizidi, pe d'ar Colosidi,  
 pe kement arroud m komz Sant Paol emañ eos Mennad an Tad. Hisiv  
 eo deiz gouel ar mennad-se

*Beleg mien an Holl ved*

ar Verb a go Doue, hag evel Doue en deus krouet pep tra  
 met war un dro eo en abeg deshañ, en abeg d'e zonadigezh er bed e  
 bet krouet kement tra eu ar bed. Nñ eo ar penn <sup>bed</sup> ~~krouet~~  
<sup>bed</sup>  
~~Holl gronadurion~~ <sup>ark</sup> knout e <sup>an ark</sup> ~~an ark~~ kentañ, ~~er~~ breur  
 henññ ~~an~~ holl, an hini a zo pep tra <sup>ent e</sup> ~~leunder~~ <sup>ent e</sup>, pe en  
 Kefived, pe war an douar. Nñ eo ~~an~~ beleg-meur an holl

grouadelezh, santelaer pep en-, pe ~~en-~~ an Aaled, pe ~~en-~~ an dud.  
An holl a resev eus leunder ar C'christ, grased ha grased. Pep klod  
a vyrost gant an Tad d'e Vab ~~a tant a bed-mañ~~. Ha setu perak ez  
eo galvet da vegast n'eo ket hepken santelaer an dud, met ives o  
salver. Muioe'h a leunder, muioe'h a glod, muioe'h a drec'h a vo  
gantañ, en abeg d'er pec'hed da zic'hac'h, d'an ikelegegh ha d'er  
gronc da c'houzañ <sup>et</sup> <sup>disrael</sup> <sup>ha d'an mare dn vran-feschet waran</sup>  
n'eo ket hepken <sup>et</sup> <sup>ha d'an mare dn vran-feschet waran</sup> : " Karet hoc'h  
eus ar wirionez ha kaset an droug. Abalamour da se en deus Doue,  
ho Toue, skuilhet warnoe'h un eoul a levez, <sup>où</sup>us d'ho  
kenvreudeur " (PS. 44 -Vigilez kentañ)

Gant se ives e tisklerio ar Mab ar garantez divent en deus evit  
e Dad; hag e c'hello gant muioe'h a nerzh gervel ensoù war e  
lere'h d'an tan-se eus an nefv a fell dezhñ a ensouif enno .

Gant gwirionez eta e lavar an Iliz pa gemenn d'er gristenion  
e levr ar Verzerion, gouel Ginivelezh hor Salver, e teu Jezuz er  
bed-mañ, evit sekriñ gant e zonedigezh trugarezus ar bed d'e Dad,  
~~un n'eo ket hepken hon bed-ni,~~ <sup>ha</sup> ~~met ives~~ bed an Aaled. Adlennomp  
St Paol , pa veze nemet abostol oferenn en deiz, temnet eus al ~~an~~  
lizher d'an Hebreed, evit <sup>an aveugout</sup> ~~gant~~ ee Mab Doue penn-abeg pep  
krouadelezh .

Il eo ar penn-hef, ~~et~~ <sup>an</sup> penn-rener war an holl Aaled. " Ha  
pa zegas e Vab penn-hef er bed, e lavar : Ha vo asoulet gant an  
holl Aaled ". Ne gosprenan ket ar re ne ~~objont ket~~ <sup>an Tad</sup> e teufe eus ar  
C'ristigras dreistnatur <sup>el</sup> <sup>gar ket albo</sup> <sup>an ne-re</sup>  
~~d'ain oony~~ mont gant hini hollvelegiezh ar Mab hervez mennd an Tad.  
Met n'eo ket ar c'houlz smañ da rendaeliñ war ar poent-<sup>je</sup>. Rak  
n'eo ket rendaeliñ a zo d'ober, met arvestiñ , ha tañva kaerderiou  
Doue. Arvestiñ ough ar C'rist, ar bugel-se bet g'net sister e

Kraou Betlehem hag a zo Roue an holl aled, an Hini kanet en nos  
 Nedeleg gant strolledou evurus an Refvoù, ma klev ar vaeserion un  
 dasson bennak eus o mouezhioù / " Doue en deus stabilset an douar,  
 ne vrillo ket. Prientet eo bet ho tron a-dal ar penn kentañ :  
 C'hwi 'zo a holl viskoash" (Kan-kinnig oferenn tarzh an deiz )

Na chomomp ket stag ouzh an diauzezou . Ar bugelig ganet e  
 kraou Bet-lehem a gzh dindan hon natur den meurded e zoueelezhs,  
 dindan izelegezh e baourentez, galloud e roueelezhs. Eñ eo mestr  
 an holl istor, mestr an holl vroadou . / r bed a zo leun anezhañ  
 a-dal / ar penn kentañ betek ar penn diwezhañ . Eñ eo an heol  
 speredel, a gomz anezhañ ar PS 18, er vijelez kentañ, hag evel ma  
 leugh an heol an douar a-bezh , gent e nerzh, <sup>hag e no</sup> sklerijenn,  
 o strewiñ dre holl buhez ha levenez, evel ma ren an holl amzeriou,  
 evelse ives eo ar bugel-se a zo heol an eneoù, hag eneouer pep  
 santelez <sup>ta mest ar chantvedou</sup> . " AR Verb a oa ar sklerijenn wirion a lugern war pep  
 den, o tont er bed-mañ " Ha n'eo ket ets d'ar vesserion hepken ez  
 eo kemennet gant an aled ar c'helou nevez, met d'ar bed a-bezh .  
 "Ra <sup>drido</sup> fied an douar a-bezh dirake zremm. Lavarit e touez ar poblou  
 an ~~Ak an~~ <sup>zo Roue</sup> " (Ps. 95) "Laouenait holl dermenou an douar, ha  
 gwelit ar silvidigezh a zeu deoc'h a berzh hon Doue " (Ps. 95)  
 (Trede vigelez). " Holl vroioù an douar o deus gwelet ar Salver  
 degaset gant Doue. Ra youc'ha <sup>cint</sup> da Roue an douar a-bezh " (Gradual  
 Oferenn an deiz . Ps. 97)

Setu parok er veulendi

- Douar, ha mor, gent an alez,

E kanomp holl a vosegh nevez

Ar Salver deut d'hon neveziañ .

(Meulgen Nedeleg)

"Kement kened hag en em zispek er bed, kement berzhoniezh

wirion hag a darzh eus kalon an dud, kement neuleudi war an douar,  
e respond da gan an Aled en refvh : Klod da Zoue, ha pec'h d'an  
dud a youl vat. Ar Salver 'zo deuet d'hen nevezia... rak koshhet

+ le comp, ~~nin~~ dud, gent ar pec'hed, ~~ur~~ Salver hon eus ezhomm. Da

*Saint Leon*  
seiz Nedeleg emnaomp c'hoazh, met krog eo dijs Kevrin Pask . Ar  
bugelig astennet e prezeh ar c'hraou eo an oant<sup>z</sup> deuet evit hon  
~~disammor~~  
~~dioubia~~ diough ar pec'hed. Ennaf e vo benniget holl veuriadou an

douar ( Pa. 71 ) Salviñ a raio mibion ar beorion, hag e tiskaro  
d'an douar an droukkomzer ( Pa. 71 ), ~~an~~ <sup>an</sup> droukkomzer-se ~~an~~ <sup>A20</sup> an disoul  
tamaller an dud. Denet eo hor Salver da ziskar an enebour ~~ap~~ zo

en em savet outañ a-dal penn kentañ ar groundelezh : rak ar stourm  
en devo da drec'hif ennaf a zalc'h holl ister an Aled hag an dud.

Ha klevit digant Sant Leon gent peseurt doare e vo renet ar stourm  
gant hor Salver : " Goude <sup>ma vol</sup> ~~ma vol~~ ket da benn an amzeriou  
rekdivizet gent youl an Doue ~~n'haillomp~~ <sup>dijoumperous</sup> ~~get kompreñ~~ e uhelder, e

kemer lab Doue, natur an den evit hec'h adunvaniañ gant he c'hrouer  
hag evit ma vefe tree'het an disoul, ijinour ar mero, gant an  
natur-se end-eeun m'en dos tree'het ganti. Ur c'hrogad-se digoret

evidomp ez eus bet stourmet gent hor Salver, gent ur reizhder,  
gant ul lealded eston-meurbet : pa ne gerzh ket an Aotrou

helle'halloudek a-enep an droukñ enebour, en nerzh e veurded, met  
gent hon distervez-ni ; mont a ra en arbenn dezhfi gant an hevelep

~~stumm~~, an hevelep natur hag hon hini, tschet d'ar mero, daoust maz  
eo an dinamm a bep pec'hed "(Eil vijelez) . Gant Nedeleg eo an

digoradur da vister hon daspren. Krog eo dijs ar Beleg-neur gent  
kinnig e oferenn. " Ne c'houlennes ken, emzañ d'e Dad, nag an

Olokost, nag ar c'hinnig-dim-c'houïñ, neuze an eus levaret : Setu

ma teuan, evel m'eo bet skrivet e levr al Lezenn diwar va fenn,  
evit ober da youl, e va Doue " (PS. 39) (1)

Ar bugel dister-se eo an Hini a drec'ho gent izelgezh hon natur  
hec'h-unan / Eù eo dija ar Roue klorus. Ha setu perak ez adlaever an  
Iliz : " An Aotrou eo ar Roue, gwisket <sup>eo</sup> a g'erder, an nerzh eo e  
zilhad, ar galloud e c'houriz (PS. 92, ofe omm tarz en deiz, kan  
diger hag Alleluia). Un deiz a zeuio ~~ma vo javek~~ Jezuz d'ar vuhez  
maz sio ermeez eus ar bez, evel maz eo bet gnet da gentañ eus  
korfe vamm, hep terrifi ar sielloù } En deiz-se hon douar a r'cio e  
freuezh . Ha setu perak e c'hell dija en Iliz kaned ar psalm 92-  
a zo hini ~~al~~ liderezh an Dasorc'h : " An Aotrou eo ar Roue, gwiske  
a gaerder " Un deiz a zeuio ma vo lavaret d'ar C'christ treec'hour  
gant e Dad : " Avez ~~en~~ <sup>din</sup> tu dehou, betek ma lokaïn da enebourion  
da skabell ~~du~~ da dreid ( ps. 109, gradual oferenn an noz : sel  
ivez ouzhi er ps. 2, vijelez kentañ)

Met kement se a zo dija ur wirionez. Perak chom da soñjal, evel  
ne vije ket dija kaset da benn hor silvidigezh ? Ra laouensio an  
Nefvou, ra drido an douar dirak dremm an Aotrou, rak deuet eo.  
(Kan-kinnig Oferenn an Noz) Deuet eo, salvet en deus ar bed.

Sevenet en deus mennad an Ted, bremñez omp emañad advibion da Zo  
*Un Rakt blu ar brendez dinore*  
Rak deiz gouel hon ginivelez ~~hiziv~~ <sup>inari</sup> ives, deiz  
ginivelez hon ene d'ar c'hrs. Gwele'het omp bet en dour a vuhe

(1) Holl vuhez hor Salver a zo aroneziet gent lodennou ar Sakrif  
Kinnig, sakridigezh, komunion. Gant kinnig hon oferenn eo  
misteriou e c'hinivelez hag e vuhez kuzhet, e teu ganto da vezai  
danvez hon daspren. Gant ar Sakridigezh, eo mister an despres  
e-unan gant ar Basion, an dasorc'h hag ar pignidigezh en nefvou.  
Gant ar gomunion, eo gloar peurbad ar C'christ evel penn-rener ha  
santelaer an dud ha kamidigezh ar Spered Glen en enoch. Evelse  
sakrifis an oferenn a zo diverradur ar bloavez kristen, hag ar  
bloavez kristen displategadur an oferenn. An eil hag egile,  
skeudenn holl visteriou ar C'christ .

ha santelaget dre nerzh ar Spered Santel, ez amp bremañ h̄ered ar vuhez peurbadus (abostol, Of. ar beure) Ha n'eo ket un doare lavarout a vefe ar e'homzou-mañ : kaout perzh en natur Doue, ~~ma~~ bezaf advibion an Tad ; ur wirionez ez eo. Dimp-ni, ives, e laver bremañ an Tad : ~~Tad~~ va Mab, ~~biniv~~<sup>out-té, me lo</sup> en eus da c'hanet <sup>hiz</sup><sup>lo</sup>. Levenez peurbad ! An Tad a c'han ennomp ives e natur-Doue hag hol laka da vezaf stag ouzh personelezh e Vab, da vezaf er personelezh-se evel advibion dezhaf, ma tleomp bremañ en en dreññ ouzh ~~an Tad~~, gent e Verb, en e Verb, da youc'hal dezhaf : "Tad" ! e karantez ar Spered Glan (abostol ar sul en eizhved Nedeleg). Rak ma c'hellfemp klevout petra eo ganedigezh an natur Doue ennomp, ez ouezfemp ez eo a berzh en Tad ur youc'hadenn a garantez, ur Verb a sklerijenn hag a levezenez divent . Ha klevout ar Verb-se a vo en Neñv hon trivli diziwezh .

"Eskemm gouezhus : Krouer Mab-den o kemer ur c'horf hag un ene en deus teurvezet ~~genel~~<sup>berar janet</sup> eus ar Wer'hez. H<sub>e</sub> deuet da vezaf den, hep sper an den, endeus donezonet <sup>avet dimp aloneon</sup> ~~dimp~~ e zouselezh " (Antifektañ eil gousperou an Amzroc'h)

Denet eo ar Verb da vezaf den eus hon govann ma kavimp perzh en natur Doue, ma vezimp dre se advibion gantaf d'e Dad, stag outaf da ziskouez d'an Tad un hevelep karantez .

Hefvel eo ar C'hiniivelezh-se a gemenomp-ni e dour ar feunteudn vadez, ough an hini en deus <sup>ar Verb e man</sup> kemeret-~~z~~ e korf ar Wer'hez : " <sup>Salloguy</sup> Doue ha gwarez ar Spered Glah hag o deus ḡnaet da Vari bezaf <sup>man</sup> ar Salver, a laka ives en dour da c'henel ar c'hredour " (St Leon, Prezegenn V, 5) Leun ~~z~~ eo ar feuntenn <sup>vadez eur nerzh</sup> ~~z~~ un hevelep sp̄ered a leunnias Mari. " Paz azeulomp eta diskouezidigezh hor Salver e kehelomp hon derou <sup>w</sup>~~z~~. Ganedigezh hor Salver a zo penn

kentañ ar bobl kristen ; deiz kentañ Jezuz Krist, deiz kentañ e gorf. Ha daoust maz eus ur renk e-touez en dibabidi, daoust ~~vek holl~~ <sup>Y h en hollvan</sup> maz ~~o misennet~~ bugale an Iliz ~~war~~ stendad an amzer,  
 koulskoude, pa seller oush ar strolled a-bezh eus en holl gristenion aet ermeez eus ar feuntenn vadez, e tleomp leveront ez omp kengañet gant ar C'christ en e C'hinivelez, evel maz omp krusifiet en e Basion, ads-vet en e ~~ads vidigezh~~, lekaet en tu dehouf d'an Ted gent e Bignidigezh' (St Leon, prézegenn VI, 2)  
 Havel ives hon badeziant orzh an eil-e'hinivelez-ss a zo dassoreñ ar C'christ eus ar bez. Rak er valdeziant ez omp kendouaret gant ar Christ, ha kenadgavet gantañ.

Hogen Mar domp ~~o~~ bremñ kenhñred gant ar Neb penn-hñr, e tleomp diskouez gantañ d'an Ted un hevelep karantez hñg e hini. "Roemp eta, va breudeur ker, meuleudi da Zoue an Ted, dre e Vabz, er Spered Santel, evit bezñ bet truez oushimp, en e drug rez vrñs Pa omp mñro gant ar pec'hed en deus adroet buhez dimp dre J.K. ma vefemp ennah ux ~~grouidigezh~~ nevez, <sup>uy</sup> nevez. Dilezomp et doare an den kozh gant e oberennou. Ha goñezet ganimp lod e ganidigezh J.K., nac'homp oberennou ar c'hi<sup>orff</sup>" (St Leon, 3<sup>e</sup> kñentel an eil vijelez ; Sellit ives oush abostol of. an Hant noz)

Rentomp d'an Ted karantez evit karantez, o e'hortoz gant spi, deiz hon ginivelez en nefvolù, hon deiz nedeleg (dies natalis), deiz ar sklerijens hog al levarez klok, o e'hortoz gant spi deiz ginivelez an urzh peurbadus, deiz Nedeleg al bed holl, donedigezh klopus ar Roue meur ha Salver, Jezuz Krist (tit. abostol oferenn an hanter noz).

+++ Yanant' la Frank

Met peseurt pris n'he deus ket adalit bremñ ar

vuhez-se roet dimp gant an Tad en e Vaby. Anavomp ar C'christ  
 uvel sklerijenn, yaouankiz ha frankiz. Sklerijenn, rak en Doue  
 n'eus teñvalijenn ebet, ha deuet eo ~~de~~ da ziskulien dimp  
 kevrinou e Dad, ma kredimp enno ~~gant~~ feiz o c'hortoz ma 'n em  
~~L'oll glouz ar~~ ziskulio dimp ~~par~~ ~~Sklerijenn-se en he-hellekenn.~~ "Hiziñ ar  
 Sklerijenn a lugerno warnomp, rak ganet eo evidomp an Aotrou,  
 hag añvet e vo burzhadus, Doue, Roue ar peoc'h, Tad an amzer da  
 zont ; e Rouantelez ne vo fin ebet dezhi" (Kan digor Cf. Tarzh  
 an deiz) A-dal bremañ mar gwelomp pep tra er bed e sklerijenn  
 an heol ~~opredel~~, a zo ar C'christ, e komprenimp ar c'hevrinou-kuzh, an  
 abegoù donañ ; ster ar bed a'n em ziskulio dimp ~~sklerijenn~~  
~~lvel an henf for chas betek astre am Tud-~~  
~~Roue war ar bed urrok d'ar sklerijenn-se en em ziskulien enni~~  
~~heolhenn~~. Yaouankiz ! rak ar yaouankiz eo ar vuhez o vleuniñ  
 o'n em astenn, o kreskiñ, oc'h en em reñ. Ha Doue eo ar Vuhez  
 o 'n em astenn, didermen, hep <sup>di</sup> liwezh ~~et~~ <sup>en</sup> ~~Natur Doue o vleuniñ~~  
~~vieuñ~~ en un hiziv peurbadus, e ginivelez ar Nab, e  
 trivliadenn ar Spered Glan. Ha perzh a gavomp er yaouankiz-se  
 gent ar c'hras. Ar pec'had eo ar vuhez o'n em serrñ, en  
 emgarantez ; ar yaouankiz <sup>a</sup> zo ~~et~~ emro. ~~H~~ <sup>Komplex a nevez</sup> perak e kan an  
 Iliz en deiz-iou-mañ, e teu hor Salver gant e c'hanedigezh da  
 nevesaat pep tra, ez eo eñ, buhez nevez, yaouankiz, a-enep d'ar  
 pec'had, d'ar gozhni laezet dimp gent an Adam kentañ. An Tad e  
 em ro d'e Vab <sup>et</sup> peurbad, hag ar Nab d'e Dad <sup>et</sup> peurbad <sup>et</sup> ;  
 deuit, Tud, da geymer perzh er yaouankiz doueel. Rak an emro-  
 a zo frankiz, ar frankiz eo ~~an antropoz~~, an divoger, an  
 diharz! <sup>an didermen</sup> Ha n'eus ket herzou en Hini a zo divent ha peurvoud.  
 N'eus herzou nemet ennomp, termenet. N'eus herzou evidomp  
 nemet pa 'n em serromp ennomp hon-unan, en emgarantez. Met

buhez Doue a zo emro aneil personadur d'egile Frankiz ez eo, Hag evidomp en em stagañ oush Doue eo ar Frankiz. ~~Buhet~~  
ennomp eo er Frankiz. Frankiz n'hellimp ket koulskoude tizhout anezhi en ~~klok~~ nemet ~~gant ar vretur ba tanan frankiz~~ diskaret d'hen e ne meger ar c'horf.  
Doue Met a-benn bremñ ~~ez emp~~ perc'henned <sup>amp</sup> ar Frankiz. ~~Pedompa et a la~~  
vimp dieubet eto gant Ginivelezh nevez ~~yaouank~~ Mab Doue (~~Edenn~~  
Kempedenn a ~~stell~~ Oferenn an deiz) .

Kement-se ~~zo diskouezet dimp hiziv~~. Hiziv ~~eo~~ embannidigezh ar mister <sup>ion</sup> se en ~~leunder~~. -dal penn-kentañ ar bed e oa krog ~~mister~~ ar <sup>of</sup> ginivelezh d'en em ziskleriañ, met hiziv, gant ganedigezh hor Salver er bed, <sup>l'mor</sup> ~~eo~~ an deiz brasñ, ar c'hinivelezh pennañ, e tenu diouti pep ginivelezh he ster hag he zalvoudegezh. "Tridomp en Aotrou Doue, va breudeur ker, ha tañvaomp en hon spered plijadur al levez, dre m'eo paret evidomp deiz an dasprenidigezh nevez, an dic'haou divizet a-bell 'zo, an evurusted peurbadus. Diskouezet eo dimp adarre gant troiad ar bloaz, ar mister prometet er penn kentañ, roet erfin, hog a chomo hep diwezh "(St Leon, prezegenn L, 1) A chomo hep diwezh : evel mister an donedigezh, e chomo mister ar c'hinivelezh en-peurbad gant kement all a nevezded, kement all a yaouankiz ; Doue ne gosha ket, na ganedigezh ar Verb, na ginivelezh ar c'hras ennomp. Ha zoken krouidigezh ar bed a ~~ve~~ un dra ken nevez bepred .

Hiziv ~~eo~~ diskouezidigezh ar mister-se. Met n'hellomp ket tremen hep merkañ lodenn ar Werc'hez Vazi en ~~diskouezidigezh~~ Plijout a ra d'an Tadoù diskleriñ n'he deus kollet ar Werc'hez ~~er c'ginivelez~~ <sup>infelver</sup> tra ebet eus he gwerc'hded. An Hini a zo bet krouet e ~~horf~~ ar Werc'hez hep c'hoantegz un tad, a zo bet ganet ganti hep gaou d'he gwerc'hded. Met dindan ar ger-se :

buhez Doue a zo emro an eil personadur d'egile. Frankiz ez eo.  
Hag evidomp en em stagañ ouch Doue eo ar Frankiz. Buhez Doue  
ennomp eo ar Frankiz. Frankiz n'hellimp ket koulskoude tizhout  
anezhi en-klok nemet pa vo diskaret d'hon ene moger ar c'horf.  
Met a-benn bremñ ez omp perc'henned ar Frankiz. Pedomp eta ra  
vimp dieubet gant Ginivelezh nevez (y ouank) Mab Doue (Pedenn  
a stroll Oferenn an deiz).

N'he deus kollet petra, e c'hellomp lakaat muice'h c'hoazh.

O e'henel Jezuz d'ar bed, n'he deus ket kollet ar C'hrist

Na ka roe he uas d'ar bed, e Keedels he ar chret  
e-unan. Lenderc'nel e rae, an Hini a roe-hi d'ar bed, da chom

enni gant e vezans kevrinel. Hep koll netra, ~~evel he mebo~~  
~~l'heure~~ netra aus e veurded doueel.

kemer hon natur-den ne golle netra eus e veurded doueel .  
beperd  
in een Schilder d'

Met ar Werc'hez eo patron an Iliz, a ro ~~je~~ ar C'christ d'ar bed, hep koll netra ; patron an ene kristen a dle eñ ives reis d'ar bed ar C'christ ; Reg an hini a ro anezhañ d'ar re all, daoust ha koll a rafe ? Genit a ra .

... daoust na koll's rafe? Gou're a'is.  
... mo'ne a gaoilgeach a fia'ir be, mo'ne a war ganbraonach a' rois,  
... a' deat hig a hiel leid endre daoust. 'T' net mhorais hui-  
... digor ar eanl a rafe gant ar seoil-an. 'T' go feoil an spid-sain  
... war an t-saor an diskouezidigach d'iu fid, 'T' a' Roisneach dreist-hui  
... eanl mo'luar lenbedam ar eanl i " an 'G'hwi hig huc'a'us  
... diskouezest histiv he dab a' polaid, an bloniarach ar ghearr-dean...

~~Notes~~ (1)

## GOUEL AN DISKOUZEZIDIGEZH

-del giniyelezh hor Silver e oa krog mister e ziskonez. D'ar Judevion en em ziskoneze neuze gant ar vasserion galvet gant an eled d'e azeulif er c'hraou. Hag evit gwir e tiakovez Ister al Liderezh nen eo gouel Nedeleg nemet un eildenn, un doabledur ouel an Epifaneia, doabledur hag a gemero e Roma dreist-holl un displateg bras-kennâ, e lezel koulskoude da ouel an diskouezidigezh an enor uhelâ.

Droust da Nedeleg bezâ un diskouezidigezh, menoz ar c'hiniyelez evel m'hen eus gwelâ, eo an hini hag en em zisplateg emañ, evit an e-unan ha gant ar binvidigezh al ledanâ.

E gouel ar Rouaned avat, n'eo ket lokaet da d'alvezout kement e c'hellfemp tennâ eus menez diskouezidigezh hor Silver. N'eus ket ane eus e zenedigezh e fin ar bed, pa boro war goabrennou an nefv, gant e sent hag e holl Aled endro dezhâ. Nemet m'riteze kendiger ar gouel a rafe gant ar soñj-se. Jet eo Gouel an Epifaneia war du menoz an diskouezidigezh d'an dud, d'ar Beguned dreist-holl evel ma levar kenbedenn ar gouel : " Dene, C'hwi hag hoc'h eus diskouezet hiziv he Nab d'ar pobloù, gant blenierez ar steredenn..

Met n'eus ket da glosk emañ evel ur gontrolliez etre un diskouezidigezh d'ar Judevion gant Nedeleg, hag un diskouezidigezh d'ar Beguned gant donedigezh ar Vajed. Stag eo Nedeleg oush an Epifaneia, hag ar pezh a lidomp annez diskouezidigezh ar C'christ d'an holl boblou, pe ar Judevion, pe ar re-all. O vezuz m'eo diskennet en hen touez evit salviâ an holl, e tle ives bezâ diskleriet d'an holl evit e degas s'er feiz. An eo ar sklerijen a c'houlaoc war bep den, e tent er bed-mâ.

Evit mont da vat er menoz-se, ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ eo ret kemor en tu-hont da destennou gouel ar Rouaned o-unan, met war un dro ganto, testennou an Bihved, ha re ar sulioù gouel ar Rouaned. Ne reont nemet peurziskuliañ kement a oa endalc'et gant ar gouel kentâ. Pa studier Ister al Liderezh e weier skler e oa kenstag oush ofis ar Rouaned ar re a lidomp bremâ d'an Bihved ha d'an eil sul goue ar gouel. Tri devez gouel a oa d'an Epifaneia, lerc'h oush lerc'h, gant aviel ar Vajed d'an deiz kentâ, viel Badeziant hor Silver d'an eil devezh, hag viel eured Kana d'an trede deiz. Gant kalz a wirionez, e c'helled neuze kanañ : " An deiz-mañ a enoromp kaeret gant tri burghud ; hiziv er steredenn he deus degaset ar Vajed d'ar c'hraou ; hiziv d'an eured gant dour ez eus bet gret gwin ; hiziv er Yordan gant Yann en deus menet ar C'christ begñ badezet, evit hor silviagez lleluia " ( Antiphonenn ar Magnificat en eil gosperezh ar Rouaned).

Dindan an teir skeudenn-se, an avezomp kement diskonezidigezh eus ur Verb d'ar poblù evit o degas d'ar feiz. N'eo ket c'hraezh evelbarner e teufe, met evel Salver. Ha gervel a ra an holl. Zoken ha xx choms Jezuz a zevri-kner e touez ar Judevion, pa nac'he mont gent hent ar poblù, drobst ne veze klevet c'hoazh e vouezh n-gwelet e oberou nemet gent tud e vro, e oa kouleakouds evit holl dud an douar e prezeg hag e rae burzhudou, rak ar re-mañ a dilec d'o zro gent ledanidigezh an Aviel, anavout konzou hag oberou ar C'christ. Prezeget en deus d'ar Judevion da gentañ, ha goude-se d'an holl bobloù : " Ar wirionez h n'eo ket bet degemeret gent dallenenez ar Judevion, he deus deg set he sklerijenn d'an holl bobloù " (at Leon, eil vijelez an Epiphaneia). Paz a hor Salver war du ar Yord n da vezñi badezet gant Yann, n'eo ket evit d'ar Judevion hepken, klevout moeugh an Ted, met evit m'ouezimp ni iyez eg eo Jezuz Nab Doue, bleniet e natur-den gent nerzh h tñ ar Spered-Glan.

Ar Gouel-mañ eo eta Gouel prezegerezh Jezuz, gouel prezegerezh an bestel, hag an Iliz, gouel an Aviel kemennet d'ar bed. Krog eo dija ar mister gent ar steredenn o vlenañ ar Vajed betek ar c'hraezh rak ganto eo preveudi hor galv-ni ; ha kender 'hel a raio ar mister gent buhez-prezeg hor Salver, evit bezaf k set da benn gent prezegerezh an Iliz a dreuz ar c'hantvedou.

Ha petra eo danvez ar prezegerezh-se. Naz eus ur ger a laver e berr soñj an Aviel, eo an hini a glevomp ken alies war vuzeillou Jezuz : Rouantelez an Hesv, Rouantelez Doue.

Brem fi eo ar c'houlz da adlenn kement en deus diskleriet hor Salver diwar benn ar Rouantelez. Gwelit en avielou ar pempvet hag ar c'hwech'hvet sul goode ar Rouaned, parabolenn an droog er gwiniz, parabolenn ar c'hreunenn sezo, ar goell en toaz. Brem fi eo ar c'houlz dreist-holl da adlenn Sant Paol (lennet e vez er breviel d'ar mare-mañ), da c'houzout digantañ menned an Tad, ar menned karantezus-se d'hor gervel en e Vab d'ar c'hrs ha da santelidigezh ar Spered Glan. Lennomp Sant Paol da glevout digantañ nñhñ eus ket reizhder gent al Lezenn gosh, met gent er Feiz er C'christ. Eñ, Sant Paol, an hini en deus difennet taer gwirioù ar Bagaud da vont e barzh ar Rouantelez. Ha n'eus ket bet eveltañ evit sevenig gent oberou e vuhez pezh a soñje en e galon. Eñ, an hini en deus garmet d'ar bed galv Isahi a lennomp e kentañ vijelez gouel ar Rouaned : " C'hwi holl hag hoc'h eus see'hed, deuit d'an dourioù... Klevit hag e vovo hoc'h ene, hag e sevenin geneoc'h un emglev peurbadus, an trugarezioù feal prometet da Zavid. Setu n'am eus roet anezañ da dest d'ar poblù, dñ bennrener ha da gelenner d'ar broadou".

N'eus ket da souezhif eto, mar plij d'en Iliz er gouelich-mañ diskovez engroez an holl bobloù o teredel betek enni : emskiant he deus eus he holivedelezh : " Sav,eme an diougner, bez sklerijennet, Jerusalem, rak deuet eo da Rouaned e splanner da sav-heci. Sav da benn ha gwel en dro dit : an holl dud-se so deuit d'en en vodañ emout" (Vijelez kentañ). Hag e pad an eizhved e vez lavaret er breviel ar psalm 86 : " Tmaoh klodus a vez l-varet diwar da benn, keoded Doue ... an otrek a verko war roll ar poblù, ar re a vo bet ennout". N'eus no nemet eus holivedelezh

an Iliz : " Yowc'h d'an Aotrou, Douer a-bezh " (Kan-kinnig en eil Sul) ; " Roue eo an Aotrou, ra drido en douer, ra vo laeven en holl inizi " (An Inizi e brrzhoniezh an Hebreed eo Broadou ar Bed) Diwar ar sofij-se eo bet merket d'an trede sul aviel ar C'hantener : " Me levar deoc'h, kalz a zevio eus ar Sav-heol hag eus ar C'hugh-Heol, hag a azezo g nt Abraham, Issak ha Yakob, e Rountelezh an Nefiv ". D'ar c'hwec'hvet sul, parabolennou ar c'hreunenn sez-h g ar goell, o tiskouez ledañidigezh an Iliz : ur wezenn vras e tevio da vezñ, hag holl toaz ar bed a vo labouret ganti. Daoust d'an enebadurioù, daoust da wagennou ar fazi, hag ar falsentez dirollat a-enep dezhi (ar mor eo skeudem ar spered, hag ar mor drouk-se eo ar Bagariezh, ar c'helenñerezh lik, ar Brederouriezh dizoue) daoust da holl striwou speredou an deñvalijenn, e talc'ho an Iliz betek ar fin hag e sioulioù ar gorventenn pa garo an Aotrou (viel ar pevare sul).

Rountelezh hollvedel evit gwir, a dle hiviziken bezñ anavezet gent an holl vroadou hag an holl amzerioù, ha muioe'h a se gant an holl voudou. N'eus netra a dlefe chom ermeez eus dalc'h an urzh nevez, nez eo hor roue en hini a zo bet roet dezhañ gant an Tad ar vestroniez war pep tra. Evel an holl dud eo an holl droù a zo galvet d'ar Rountelezh ha kenstrollet en un urzh nevez, galvet da reññ testeni d'ar sklerijenn. " An holl zanvenioù o deus testeniet e oa deuet o c'hrour. Evit laverout diwar o fenn un dra bennak ses d'an dud : anavezet o deus an nefiv e oa Eñ Doue rak la set o deus diouzhtu ur steredenn. Anavezet end us ar mor, rak d'e dreid da gerzhout en em roás kalet a-walc'h, an douar a anavezas rak pa varvas e krennus." (St Gregor, trede vijelez, tred kentel, e Gouel an Epiphanie). Et an dour dreñt-holl en deus anavezet ar Salver, hag a zo bet lakset hisiv e dalc'h Rountelezh an Nefiv, rak hisiv eo bet badezet Jeguz gant Yann ; badeziant o skeudenniñ hon hini, ha dour o skeudenniñ ar c'hrs ; " Morioù ha sterioù, bennigit an Aotrou, feunteunioù, kannmeulit an Aotrou ; Alleluia " (pevare antifonenn ar gousperou). " Red-dour ar ster vras, 'ro levez da geoded Doue " (Psalm XLV, 5)

An hini a ro stumm d'ur Rountelezh eo ar roue anezhi. Mar deo gwir an dra-se evit aferioù ar bed, eo gwiroc'h c'hoazh war dachenn an dreistnat. Ar C'hrist eo an hini a ra e Iliz, an hin a ro dezhi buhez, sklerijenn, kenstagerezh. Hepdñ n'eus ket anezhi e doare ebet. Ar C'hrist eo an abeg-furm d'e Rountelezh, anñ ene anezhi. Saludomp eta an hini a zo bet roet dezhañ gant an Tad pep mestronezh war ar bed : " Zetu ma ten en Aotrou pennrene ar Rountelezh 'zo en e zorn, ar galloud, ar vestroniez" (Kan digor gouel ar ouened) Deomp devetañ evit e anavezout evel Roue ar Bed, evel ar Vajed gant un tri donezon. Rak gant un sour eo ar roue a anzavomp ; an sour a zo rouseel, anseur a zo pinvidigez ha sin pep mestronezh. Ha Jeguz a zo roue hag evel Doue, hag evel den. Evel Doue e profomp dezhañ an ezañ. Evel den gwirion e kinnigomp dezhañ ar mir, a zo rouez ar m'ro a vo goushvet gantañ evit hor silvidigezh.

En em ziskouez a ra dimp gent ar steredenn, gant testeni moez an Tad e badeziant ar Yordan, gant testeni ar spered entel, o tiskouez e nerzh gant furnez e brezegerezh ha gant g'lud e

oberou . Furnez e brezegerezh, a souegħf direkti en holl dud a glevej anezha, evel ma kienomp er Gomunion gant an trivet sul hag ar sulioù war lerc'h : " Estlammet e oa en holl gant kement a gene eus genou Doue ". E oberou, ne oa ket dises bezħi esmeet ganto ; kement a virzhudoù en deus greet ! Ha du gentaħ hini Kana, a so ar sin kentaħi, ar sin da ge ent en deus sevenet hor Salver, rak deuet eo evit oberieħi un eskemm squezhus, o treiħ door divlaż hon natur pec'herez, da vezħi ur gwin a levez. Deuet eo evit kis da benn eured an deneleħ, gentaħ, Verb Doue .

D'an unvaniezh-se gant hor Salver, pehini eo an diviz-ret ? Petru an abeg-kentaħi ? Ar feiz an hini eo a dle hon ren evel steredenn ar Vajed, betek ma 'n em ziskouezo un deiz hon Doue e-un en e splannder, ar feiz evel ur gouloù a luc'h en desvillijem betek ma paro en hor c'halon ar sav-heol ( II Per, I 19 ) . Adleppomp Sant Paol evit kaout displeget gontaħ talvoodegezh ar feiz : n'eo ket gent al Lezenn ez oħġi sħanti, met gant ar feiz er C'christ. Ar feiz eo merk-diforc'hān ēneħi ar Rouantelezh .

Ha n'eo ket ur feiz maro e vefe, met an hini a labour er garantez (Gal.V,6) da merc'her an trede sizun, eil kentel) . Ar feiz bev-se eo an abur a profomp d'er C'christ, da respont d'e sklerijenn ; hag ar feiz-se entanet gant ar garantez a ja da bedonn aroueziet gant an ezañ, ha da emziouer aroueziet gant ar mir .

Rak peseurt liamm a gevret tud ar Rouantelezh kenetrezo ha gant ar C'christ ? Ar feiz bev-se a labour għiex ar garantez. Sed ar menoz a adkvavomp en abostolou ar mare-ma : galvet op bet d'ober ur c'horf unan, setu perk bezit unanet għiex ar garantez. Daouxt peseurt donezon hoc'h eus resevet, eo evit mad an holl. Gouerit eo ar garantez klokter al Lezenn. Ha zoken għiex tud an diueż, ho pet peoċ'h ha madleħ : guellah abostolerezh ez eo .

Rak galvet oo'h holl d'an abostolerezh, ha mar dle ar C'christ prezeg hag en em ziskouez, mar dle an Iliz kendereħ-hel labour ar C'christ, e tieit pep hini ac'hanc'h iħiskonez en dro d'oo'h sklerijenn ar Rouantelezh . Ur c'horf-unan emmoc'h, an hevelep hini Ha meulija a ra Sant Paol an Besalonikidi, o vezħi m'o deus nikkie strewet en dro deżho keloh mat an Aviel ( 6 vet sul ) . Setu ar c'houlzi da ġemer soċċi eus hon dever a brezegerezh, da c'hougħi e tħalli kienlabourat da ledni ididigeżh ar feiz dre ar bed. Setu koulzi da blediħi għwelloc'h gent soċċi an Obererezh katolik, da avieħi ar bed en dro dimp, e tomez tud hor renkad. Avieħi ar bed, da la v'rout eo an holl dracū, an holl zañżejied iver, gent an arz, għiex an urz, għiex an impliċi reiħ, hervez komx hor Salver d'e ebostel : "Prezegit da bep kroñadur ".

Met mer deo galvet hor feiz da splenċi en dro dimp gent hon abostolerezh, n'hallu hen Ober nemet entanet e vefe ennomp ar feiz se għiex ar garantez hag an arvesterezh. Hor pled kentaħi a dle beza kreskiñ ennomp talent ar feiz gent ar bedonn hag an emziouer, pe e chomo gañimp digħi mihi dif-queż. E striv an arvesterezh e kavimp nerħi dizaq da brezeg en dro dimp, evel St Paol n'eo bet ken taer en e c'hoont prezeg, nemet en abeg d'e eue beza pignet betek an trede nefi .

Ar feiz bev-se a zo an hini skeudennet dimp gant ar piled war enaou a resevomp er vadeziant, hag a vez adkemeret g' nimp pep bloaz e gosel ar Chadelour. Soudiez eo paz eus kement soñj eus ar feiz e gosel an Epifaneia, ha paz eo ar vadeziant sakramant ar feiz, ne veze ket badezet en lidel da ouel ar Rouaned evel ma vez greet da Bask ha d'har Penteost. Gwechall evit gwir e veze adkemeret gant an Iliz d'far mare-mañ, jestr ar Badezour da c'hellout kanan gant muioe c'horzh a levez : "Morion ha dourion, bennignt an Aotrou".

Gant ar Vadeziant, evel dour Kana, omp bet kemmet en gwelloc'h. Bon enez zo deuet da vezan evel ur wreg nevez, fichef en he bragerizou. Gant ar c'hrs omp deuet da vezan rouaned, a-gevret gant ar Roue. Gouel ar Rouaned a lavaromp brenn eus an Epifaneia, n'eo ket hepken e vefent bet xammek ar Vajed rouanned dre a renerezh war an dud, n'eo ket hepken e vefent bet rouanned , ant o skiant hag o furnez, met en abeg d'an Epifaneia bezan hor g'lv da Rouantelezh an Henv, lec'h ma teuomp da vezan evel ma levar St Per, ur boblad roweel. Gouel hon Rouantelezh eo hiziv .

Gouel ar Roue, ha gouel ar Rouaned. "En e sav emañ ar Rouanez a zehou dit, en he dilhad alaouret" (Psalm 44,10) N'hellomp ket disrannaf ar Werc'hez diough soñj ar C'christ, n'g diouzh soñj an Iliz. En he sav emañ evel hanterourez ar c'hrs en Eured Kana, en Eured an Denelezh gant ar C'christ. En he sav emañ e gouel ar Chadelour o tougen en he divrec'h ar C'christ, d'e ziskouez d'ar bed, sklerijenn da sklerian ar broadob. En he sav emañ evel patrom an Iliz, ha patrom an ene kristen. Gwelat en deiz ar Rouaned, er vijelez kentan. Testenn an trede kentel kemeret anan diwarbenn an Iliz, a zo implijet diwarbenn ar Werc'hez e gouel ar Werc'hez krouet dinam, ha gwelit war un dro peseurt implij e c'hellit ober eus an destenn-se evit an ene kristen treuzneziet gant ar feiz bey.

Evel ar Werc'hez o tougen ar C'christ en he divrec'h, e tle ives an Iliz diskouez ar C'christ. Hag evelse ives e tle pep kristen diskouez ar C'christ d'ar bed. An delwennou-se eus ar Werc'hez gant he labig en he zivrec'h, skeudennou ken kustum dimp, ra gemerint eta evidomñ o ster don : grouez prezegerezh an Iliz ez int, a rouez hon abostolerezh .

Evelse an Azvent a ziskouez dimp ar Werc'hez Vari o tougen en he c'horf hor Salver, Jezuz. Nedleg he diskouez ough e reññ d'ar bed. Ha gouel ar Rouaned ough e sevel en he divrec'h a-wel d'm holl. Ha luvret em eus e oa Mari e pep unan eus ar misterioù-se patrom ha skouer an Iliz hag ar galon gristen. Rak daoust ma welomp anezho displeget gant al lid regh an eil gonde egile, ha n'hell ket bezan ahendal, doost maz int c'hoarvezet ives e buhez ar Werc'hez an eil war lerc'h egile, ez int gwir koulskoude en o ster don, an holl war un dro, en hevelep koulz. Ha gollomp ket ar C'christ a zougomp ennomp evit e ziskouez d'ar bed, n'g evit e reññ endo dimp Er c'hontrol, ar garantez a ziskouezomp d'ar reoh all a gresk an ennomp bezans Jezuz . Ha peñini hor c'hoant nemet ma perc'henn eo'hñomp - renn ?

O VONT WAR-DU AR C'HORAIL

= = = = = = = = = = = = = = = = =

O vesan̄ kroget da brezeg diwar-benn Rouantelesh an Hefiv, ne veze ket awalc'h da Jezuz diskuliȳ gwirioneziù dianav, ha diskoue e c'halloù en e vurzhidoù . Ne brezege d'er pobloù, ne baree ar glaſavourion, nemet evit gallout goulenn diganto respont o c'harantez da Doue an Ted :"Kareut a ri da Doue, a greiz da galon a greiz da spered, a greiz da ene " Seiz lezenn Rouantelesh Doue, al lezenn bet roet d'an den a-dal ar penn-kentañ, met lezenn nac'het gant Adam hag an dud, a zo e labour-efi adenteñh er c'halonoh ar garantez-se, a c'hortoz an Ted digant e vibion. Deuest eo evit dic'haouïñ kloed an Ted .

Ha setu bremñ ar c'hevrin ez omp galvet da arvestin outañ evit astaol hor c'harantez . En em dreñ a reomp bremñ war-du ar Gross, evel Jezuz, ha war-du Pask, o spurmaniñ eus a bell c'hoazh ar C'halvar hag an eur-se c'hoantaet gantañ, evel e " urvezh ", evel barr uhelñ e vuhez-den .

Gwisket ganimp dilhad rus-gles ar binijenn, antreomp gent Sul ar Seizh Sizhun er soñjou-se a emgastiz hag a binijenn a lazho ennomp ar pec'hed evit brasoc'h splannder d'er c'hras .

Betek Pask, bremñ, e tiskouego dimp an Iliz en he lideresh evel tri dest a emsoñj hag a bedenn-galon .

Ar C'hrist, da gentañ, o c'hervel ën dud war e lerc'h da g'rout an Ted, Jezuz Eñ o vont betek an aberz uhelñ evit dic'haouïñ kloed e Ted ha dre se diskar galloud ar pec'hed .

D'en eil gent istor aù Ezech'-neur, soñj ar pec'hed er bed, ha war un dro meneg eus promesoù an Ted a holl viskoagh, o reññ a rumm da rumm e personadur an Ezech'-neur ur skeudenn ens roll e

Vab evel reser ur boblad nevez a dud selvet . Orin ar bed, koueghidigezh Adam, hon ted-kentañ, ha lignez an Ezech'el-meur, Noe, Abraham, Isaak, Jakob, holl skeudernou en Adam nevez, a bar evidomp e pajennou levr ar C'heneliezh a lennomp bremñ er Vijileziou .

D'an trede, ar preder wernomp hon-unan da avanezont hor stad, hon gwanderiou, evit dizoleif ennomp roudou don ar pec'hed oush hon sachañ d'an drouk. An emziouer, ar striv da vont war lerc'h ar C'christ war hent ar Groez, da seveniñ ni ives youl an Tad, ha kaout gant se en tu da greskiñ e levenez ar vuhez nevez . Labour a vero hag a vuhez .

Met n'hellomp ket antren a deol-trumm er binijenn, ha mat eo dimp en em sozañ a-benn kregiñ gant ar C'horais. E-pad teir sizhun e vezint galvet da zilezel ar menozioù skañv, da soñjal ervat en hor silvidigezh, ma selaouimp e sul kentañ ar C'horais, o tasseniñ en sioulder hor c'halon, galvadenn t Paol : Setu bremñ an amzer vat, setu deiz ar silvidigezh .

Hag arrok en em unaniñ da gristenion Roma evit kregiñ ganto ar C'horais dindan sin hor Salver . Kemeromp en hent ganto da c'houlenn skoazell tri gwarezour ar Ger-Veur : St Pêr, St Paol ha Lorañs an vieler. En tri sul-mañ e vo graet a bep eil "statio" arzav en o iliz-veur ; eno, en em vodo ar bobl kristen evit pediñ dindan renerez ar Fab . Hag o kregiñ da gentañ gant an hini diwezhañ eus o zri, e vo arzav er Sul ar Seizh-Sizhun en Iliz St Leorans, er sul war lerc'h, en Iliz-veur St Paol ermaez ar mogerioù, er sul ar Temp Sizhun en Iliz-veur St Pêr (1)

(1) Betek ar Grem-amzer ez eus bet graet arzav evelse, en ur vodadeg eus gwellañ kristenion ar Gér-veur, dindan renerez ar Fab, a lavafe XX oferenn ar sul Bremñ, daoust n'eus ken arzav er stumm se, e plij evelkent d'an dud deol mont e-pad ar C'hoaraiz, da weladenñ iliz en Arzev, kinklet gant stignañ ruz, en he dilhad gouel, e kouvinñ en dud d'ar genbedenn a-wechall .

Ermaez eus mogerioù-kêr, en em gav Iliz Veur St Lazars, e kreiz beredou kozh ha nevez. Setu marteze perak e krog kan-digor Sul ar Seizh Sizhun gent soñj ar maro : " Andro din ne glevon nemet klezmou ar maro, ne santon nemet poñiou an ifern ..." Met abegou all a zo amañ d'ar soñj-se. Savet eo bet an oferenou-mañ arrok ar C'horaiz en amzer St Gregor, pa oa Bro-Italia o c'houzañv dindan sloubadegoù ar Verbared. Met ne vije ket a bonez bras an holl abegou istorel-se, mar ne vije ket brenñ ar c'houiz da sellout a-dal oush gwirionded ar pec'hed, a zo ar maro ar frouegh anegħi. Retra lennomp e pajennou kentañ an Testament Kozh lakaet dindan hon daoulagad gant Sul ar Seizh Sizhun, nemet kouezhidigezh aq den eus ar stاد evurus ma oa bet krouet enni gent Doue. Hag er sizhun war Ierc'h gant istor Noë, eo konnar Doue oush an dud bec'herion, gent al Liñvadeg veur o veuziñ anezho. Goude ar pec'hed kentañ, heulied an disurzhioù hag ar pec'hedou personel betek fin ar bed. Ha war seuiliou ar pec'hed, skeudenn ar boan hag ar maro. B'remasñ e c'houzañvi poan, brenñ e varvi. Ha gant taolenn muntr Cain, skeudenn ar brezelioù etre mibion an Den .

Kement se n'eo ket evit hon dig-lonekaat, met evit degas dimp emskiant eus ar gwanderioù a/ gorf hag a ene deuet dimp da hêrez dignt an tad kentañ, evit ne glaskimp ket en em harpasñ warnomp hon-unan, evel pa c'hellfemp gent hon nerzhioù-*uis* tishout ar reizhder natur hag an urgh douarel, evit ma 'n em droimp evst war du Doue da c'hortoz digntañ ar silvidigezh hon eus ezhomma anezhi. "Us don an islonk, otreñ, am eus kriet war du enoc'h ; va Doue, selsouit v. fedenn. Ra vo war evezh ho tiskouern da glevont pedenn ho servijer. Mar sellit pizh oush ar pec'hadoù, piv a c'helle dero'hel oushoc'h ? Met truezas oc'h, hag en abeg d'ho lezenn, en

eus gedet sikeur diganeoc'h "

Ar C'hras zo ret'dimp, zoken evit kas da benn ar reizhder naturel. Ek n'eus nemet un urzh en deus mennet an Ted krouïñ Hab-den emi, an urzh dreistnatur ; en urzh-se ne labour ket an norzhioù natur evito o-unan hepken, met evit deges d'ur pal uhelod'h merket dimp gant grës Doue. Ha goude ar pec'hed, d'ouest m'eo chomet hon natur gant hec'h anien, eo bet koulakonde disteraet ha gwaneet hon galloudezhiou en doare ma n'hellomp mui ac'hennomp hon-unan tizhout d'an urzh natur. Mar domp ken gwan-se e keñver finvezioù hon natur, n'hellomp netra hep grës Doue evit mont d'hon finvez dreistnatur. Ha kouezhet diough ar Baradoz kentañ, hon eus ezhomm eus truez Doue hag eus e silvidigezh, pe daonet amp .

Truez en deus bet oush an den. Truez en deus. Hag adalek antron ar pec'hed, e promete an Ted ur salver . Hag arack d'ar Salver-se dont er bed, e roe dije e c'hras ha tu da dizhout ar silvidigezh, dre sell oush an die'hau da zout .

Truez Doue a gevorp en deizieh-mañ : " E kreiz va enken em eus gedet an Astrob, hag eus e dompl sentel en deus klevet va mouegh " ( Kan-digor Sul ar Seizh Sizhun) . " Va Doue, bezit din un difennour, ur c'hrefñvkec'h a repu, denit d'ar saveteih; rak c'hwi eo va roc'hell ha va diwall; evit gloar hoc'h an e viot va rener, c'hwi va mago" ( Kan-digor Sul ar Femp Sizhun) .

Guzhpenn truezus, eo galloudek hon Doue : " Ra ouezo ar pobl hag Doue a-zoc'h an douer " . "C'hwi eo Doue an hini hepken a ra burghudoù... Gant hor'prec'h hoc'h eus diabet ho pobl, bugale Israel ha Jakob " ( Gradualioù Sulich ar C'hwec'h Sizhun hag ar Femp Sizhun) .

Grës awalc'h a vo roet da bep den evit gallout en em salviñ, pe en defe bevet en eurioù kentañ ar bed, pe e vefe demet gant an

eurioù diwezhien, d'an holl servijerien vat e vo roet da c'hopr ar vuhez peurbadel, RREKIGXXDIWEZHIEH, pe o defe labouret d'e Rouantelezh en eurioù kriest an Testament kozh, pe en eurioù disten an Testament Nevez. Hogen ar c'hras a zo gris evelkent, donezon a l'argentez, ha n'eo ket urzh dreistnsur ar c'hras evel hini an natur, na meizreizherezh ar c'hras evel hini an natur. " Ma plij din bezñ brokus e-keñver hiniennou, eme an Tad, petra 'c'h eus da lev roud ? Ne ran gaoù ebet oushit " (viel Sul ar 6 Sizhun).

Met ne vez rediet den da vont e-barzh ar Rouantelezh. Pet gwech e vez diskouezet gent hor Salver en entre er Rouantelezh evel ur gouviadenn. Amañ, hevelep tra, gent an tieg o pedif labourerion da vont d'e winienn. Emañ an hader o tevrel e winiz gent brokusted, gwiniz e wirionez, prezeget en diavaez, gwiniz e vroud d'er mad klevet a ziabarzh. Met disheñvel eo respont an dud. Hiniennou en em serr d'an nerzh dueel, reoù all a zegemer met hep dalc'h, hiniennou erfin a chom er c'hras resevet da reif endro fruezh mat, kant evit unan. (Aviel Sul ar 6 Sizhun)

En hevelep do re, n'eo ket bet resevet gris Doue gant an holl Hebrewed a heulies noisez da vont ermez eus bro Ejipt : " Ne fell ket din, va breudeur, e unkounafec'h eo bet gwechell hon tadoù holl dindan ar goabrenn, hag o deus holl treuzet ar mor..... met ne voe ket kalz nezho o plijout da Zoue " (bostol Sul ar Seish Sizhun)

N'hou ket Doue ober tra emmop en deaped dimp ; gouleñn a ra kenlabour hor youl. Penaos e c'hell chom frankiz hor youl dindan gris holle'halloudek Doue, peneos d'ouest d'hor youl gallout mac'h fi d'ouest d'hougent bezñ ret, eo koulakoude gris Doue a ra emmop kement a zo mat, ma n'hellomp ket lev roud : " Va nerzh-me eo an hini en deus greet an dra-e ". Kister bras, o deus pledet warnañ an doktored kristefñ o vont pe vuioe'h war an tu pe vuioe'h war an

6

tu all, hep gallout koulskoude diskleriñ pezh a chom kevrin Doue.

B'eus forzh penaos, strivañ a dleomp ober, hep mare'hata, evel redour ar stadioù ha ne zilez netra da c'hellout tighout ar pris. (Abostol Sul ar 7 Sizhun). Stourn hon eus d'ober a erop an diaoul, a bun endro dimp evel ul leon kennaret, a-enep ar bed a glaask tro he tro bol lubenñ hag hon diskar, a-enep dimp hon-an n : " Kastig a ran va c'horf oush e l-kast da bleugñ g nt son na c'hoarvezfe ganin bezñ d'onet, goude bezñ prezeget d'ar re all."

Met setu ur wech c'hoazh ar mister : gonde bezñ strivet t er, evel pa vefe pep tra diouzhimp, bezomp sur n'eo ket dig-nimp eo deuet ar mad hon eus graet, met di ant gras Doue. Diouzhimp hon unan, ne domp nemet sempladurezh, ha gwellixha-se peogwir e splann evelse treec'h ar c'hrs en hor buhez : " Nerzh ar c'hrs en em ziskuilh en e grefñv e kreiz hor sempladurezh. A galon vat eta e tennin klod eus va gwanderiou, evit ma vo en non nerzh ar C'christ " (St Paol, bostol sul ar 6 Sizhun) .

Strivomp, evel pa vefe pep tra diough hor gallood, o c'houzout goulenn nerzh Doue, Gras an Neñv a vo roet dimp awalc'h bepred, me gouzomp hon distervez, h goulennomp krefvañ skoazell. Goulemomp gant fizienñs : " Ennec'h, Astroù, am eus lekaet va fizienñs, ne vez ket kollet da viken; en ho reizhder, va dieubit ha va salvit" (Ken digor Sul ar 5 Sizhun) . " Dalc'hit start va zreid en hoc'h hentoù evit na vrallin ket. Troit h, tiskouarn ha reloquit va fedemob ; diskouezit ho trugarez, Astroù, c'hwi hag a salv ar re a leka o fizienñs ennec'h " (Ken-kinnig Sul ar 6 Sizhun) Hag ar c'henbedenn er sulioù-mañ ! Gwellañ skouerioù a bedenn .

Lkouer St Paol hon eus da zeskñ dimp penaos stourn gant dalc'h ha kalonegezh. Diesterioù e leiz a sevo direzomp, rik kemeret hon eus an hent strizh h dices a zo hent ar Vuhez. Met respontomp da

7

c'halv Dové, evel ma rens Noe, n'ens ket da heul skouerioù gedal an dud lik a veve en dro dezhñ, met goude bezñ servijet Dové, ne nac'has ket kredif d'e voezh, ha goude kredif labourat tenn da sevel un arc'h a silvidigezh evitñ hag evit tud e diegezh.

E-kreiz ar striv-se, e kreiz hentrubuilh hag hon pinijenn, bezomp leun a levenez. " Karout a ra Dové an hini a ro gent ar mousec'hoarzh " Div wech da vihomñ er sulioù-mañ ez eas an eus al levenez : "Dové eo a ro levenez d'am y-ouenckiz "(Komunion Sul ar 6 Sizhun) ar c'hras ennomp d'oust ha n'eo ket buhez y-ouenck da viken ? hege pennadig sul ar 5 Sizhun : "Laouenit da Zoue, holl dud an douar, servijit Dové gent levenez ... "

Klevent a ran Noe, o kenñ hag o c'hwiteliat a-hed an deiz, pa veze oc'hieskennañ da sevel an arc'h. Ra pa oa en e arc'h o ekk c'hortoz d'an doureier mont kuit diwar an douar, e tiskouez ives un hevelg habaskter. Gortozet en deus gent dalc'h ar c'houlz dezhñ ha d'e dad da vont ermaz eus an arc'h. Deskompongantñ eo ret a-wechoù dimp gedal e-pad pell me vo skubet gent Dové ar pezh a vir ouch hon oberrerez da gregian. Evel ma tleomp labourat gent dalc'husted, gouezomp quez ne oungomp ket fruezegh diwar vuonegezh met diwar striv ha gortozegezh : et fructum afferunt in patientia .(viel ar 6 Sizhun) .

Teurel fruezegh eo ar pezh a c'houlenn digantñ gras Dové. De laverout eo n'eo ket dougen ennomp ur feiz moro, met ur feiz bev gent ar gerantez. Evel ma ress Abraham a gredes e komz Dové, hag a ress pezh a c'houlennas digantñ, betek mont da lagħañ e Vab unel .

Ar sentidigezh oush Dové, betek an emziouer brasñ, setu skouer Abraham, Tad hor feiz, ar sentidigezh da youl an Tad, setu bremñ pezh a brezeg dimp Jezuz gent e vuhez hag e aberz.

Rak pec'bed Adam, oberour ar maro, a zo bet disentidigezh ha dismegerfs d'ar youl-se. Hag hor silvidigezh a vo seveniñ urzh an Tad, hor silvidigezh en oberennou ar C'hrist, hor silvidigezh en hon oberennou diwar skouer Jezuz. Deuet eo da gas da benn kement en deus mennet e Dad diwar e benn. Evel m'o deus diskleñket an Diougenerion, e vo droukroet d'ar Baganed, gospaet, skourjezet, skopet outañ, ha goude bezñ bet skourjezet ganto e lakaint anezhañ d'ar maro, met d'un trede deiz e tesor 'ho " (Aviel Sul ar 5 Sizhun)

Ha mar deo deuet Jezuz da zigeriñ da Vab-den e zaoul god, mar deo deuet d'e gelenn gant sklerijenn e gomzou, eo evit e lakeat da vont war e lerc'h da genmeulian an Tad : " Ha kerkent e welas hag ez se d'a heul o veulian Done. Hag ar bobl ives, o welout kement-se a veulas Done " Ha petra eo meulian Done, nemet ober e youl evel ma tiskleir ar Bater : " Hoc'h no bezet sentelaet... penaos ? Ho polontez bezet greet "

Ra vez ota ispisial en deizioù-mañ danvez hon emsoñj, karantez hor Salver ouzh e Dad . Hag o kouzaat askrifis ar groaz, guezomp gwelout ennañ brasñ testeni karantez kalon Jezuz da glod e Dad bet dismegerfset gant ar pec'bed. Rak ar garantez-se eo ar mister hollbadus, ar pezh a chomo da viken . "Ar garantez ne baouezo biken" Ar garantez-se eo memann hollbadus ar silvidigezh, al levez, hag ar vuhez .

Strivomp d'ar pezh klokañ. Strivomp d'ar garantez. Klevomphigant St Pol meulganñ ar garantez. Ne dalc' mann nemet dre ma kas d'ar garantez, nemet dre ma eo fronezh ar garantez. Klevomp digant kalon Jezuz ober ni ives youl an Tad, ha pedomp anezhañ ma c'hellim laverout : " Benniget oo'h, Astroù, deskit din ho legenn. Va muselloù o deus laveret hoc'h hell gourc'hemennou" (Ken kinnig Sul ar 5 Sizhun)

Anvezomp en oferenn ar Sakrement a dvelenn dimp endre kerontez ar C'christ evit e Dad. Gant ar C'horpix e veLamp pedet bendeiz gant an Iliz da glevout an oferenn ; endre d'an oferenn, gant an oferenn eo e fello d'an Iliz hol lakant da heul ar retred meur a nozo hon ene a-benn Pask . Rak an Oferenn hag ar gomunion hon steg oush sakrifis ar C'christ. Eno e kavimp levez hag y ouankiz : "Me a dostaio oush neter Doue, oush Doue a ro levez d'an yaouankiz " (Komunion sul ar 6 Sizhun) Debromp ar C'christ da gaout ennomp e vennadoù hag an nerzh d'en em hefvelant outañ . (Komunion Sul ar 5 Sizhun) .

PRIVAR ŠUL AR C'HORRAIZ  
= = = = =

Setu eis m'eo krog retred meur ar Gristeniezh da nos d hon eneou a-benn Pask, d'o neveziañ e d'elou ar binijenn hag e tan ar bedenn . " Setu deuet an amser v t, deiz ar silvidiged " Deiz ar silvidiged : rak kouviet omp d'en em soñjal war vister hon desprer e gwed hon Salver ; pedet omp da arvestiñ ouzg Jezus o vont war du ar C'helvar ; hogen n'eo keñ en em soñjal en un arvesterezh goullo met evit en em stumaf diouzh hon Salver. Evel hon eus notet dija e vo renet ar Retred-mañ gent hon manm antel an Iliz, en dro d'an aoter ha d'an oferenn, en dro d'ar sakramant a zegn eus he soñj ha gras efedus eus aberz ar Groaz. Bendeiz e vezimp galvet ganti da lidet ar mister a vero hag e vuhez, evit en em dreuznengiañ diwar skouer ha gras Jezuz. Gent kentelioù nevez bendez.... N'hellan ket kemer war un dro evit o dibun a zoken o tremen kement soñj a gaver en oferennou ar C'hoarraz. N'hellan nemet sellout dre vræs da ziskuliañ ar menozioù pennañ. Kement-se a rin o'n em horpñ dreist hell war oferennou ar pevar anil .

Klask a rin urzhiañ un nebent menozioù . N'eus ket da gredin koueskoude e veze heuliet en oferennou ar C'hoarraz un urzh poellataet resis. Henn, ne on ket se doare soñjal ar Gristenion gentañ : plijout a rae dezho ober war dro ur soñj gant frankiz, o c'houzout n'hall ket begañ termenet en ur c'heal a trizh, pinvidigez ar misterioù , an urzh heuliet ganto n'eo ket un urzh poellataet, met un urzh eneol, un urzh varzhoniel. Rakon urzh a zo evelkent, Mont a reomp war raok war du ar C'helvar. Tostest a reomp da greiz ar c'hevrin. Mieoc'h mui, pep maz eomp er c'hoar iz, e teu d'en e ziskuliañ sklaerc'h-sklaerñ, eret ha konnor ar Yadevion a-enep

hon Salver. Goude Sul ar Basion e vo se ar soñj pennañ .

Urzh eneel, a oar ober gent an tenn-distenn ret d'ar vuhez ha d'ar soñj. A bop eil sul da skouer e trec'h en aviel glac'har pe frealz, menozioù trist pe laouen. Gant ar sulioù dis eo ar soñj eus an disoul, eus an droug ; gant ar sulioù par, frouezh ar sekrifis o phrañ evel treuneuziñ dur ha magadurezh an ene .

Reñi ur berr-dressedur eus testoù pennañ ar c'hoariz a vo, siwazh, lezhaf al lusk-bev-se !...



Evel m'hon eus dije gwelet e pean keften amzer ar 7 Sizhun, e ra soñjou ar C'hoaraiz en dro da dri zest pennañ . 1° Ar C'christ, 2° Skeudennou ar XXII<sup>e</sup> C'christ en -estament Kozh, 3° hon behez diwar skouer ar C'christ .

#### 1° AR CHRIST .

Gant sulioù amzer ar 7 Sizhun e oa soñj ar pec'hed, koun hon gwanted a 'n em ziskouez ar splannañ . Anñ a-dal ar sul kentañ, e tleomp mont donoc'h e mister ar pec'hed hag ar c'hrs. Gant aviel an tentadur, setu an daou eneber an eil dirak egile : Jezus hag an disoul. Stourm ar pec'hed oush ar c'hrs, ar moro oush ar vuhez spersuel, n'eo ket stourm etre daou soñj, met stourm etre diw bersonelezh. Setu ma teu war al leurenn n'eo ket heolen skeudenn ar pec'hed, met tad ar pec'hed e-uzañ, an disoul, Satan, an enebour. Lavaret e vez ne brezeger ken a-walc'h diwar benn an disoul ; an Iliz el liderez a ra de vihenañ diw wech ar bloaz, er c'heat fi hag en trede sul ar C'hoaraiz. Klask a ra Satan etiññ e Jezus an teir c'hoantegezh a zo annezet e kalon an dën abaoe ar pec'hed kentañ, evel mitizhion feal deshaf, prest bepred da respond

d'e c'halv : c'hoantegzh ar c'horf (hudurniesh) c'hoantegzh ar spered (lorc'h) c'hoantegzh ar perc'hennet. Teolit evezh penaos e respont Jezuz. E berr e respont kement-an fi : Ne melaoui ket da c'hoantegzhioù met Doue hepken da servijout dezhñ . " Ne x serviji nemetañ " Setu un daol-feuk war euen d'an hini en doa youc'het : " Ne servijin ket " Ha kompres a reer ez eas kuit Satan evit ur c'houlz, lostek .

Setu dizoloet eta un dra benn k eus ar stourm speredel etre Satan ha Jezuz, a leugn buhez prezeg her Salver, a gendalc'h da leunisñ istor an Iliz : stourm speredel n'hellomp ket ken sea-se kompres pegen tenn, pegen taer, pegen gwenv eo bet, hag a vo dimp ur sonezh anavout anezhañ pa vo dizoloet dimp er bed da zont . Sonj ar stourm-se koulskoude eo an hini a c'houarn an amzer-añ penn da benn .

" Ne serviji nemet Doue ", pet gwech e-pad ar c'hoariz e vo an en oferennoù eus ar gouec'hennouù da brederisñ warno ha da sevenisñ . Met ne vezint ket meneget gent doare-difenn al lezenn gozhñ hepken ; deuet eo Jezuz da gemenn d'en dud ez int karet gant e Dad, hag e tieont karont an Tad endro. Ober ar gouec'hennouù eo sentiñ oush youl an Tad, doujñ mezhañ. Ni Jezuz, a zo deuet evit-se, kas da benn pezh a venn an Tad diontñ , ha deskif d'en dud ober kement all. Mister a garantez ! Ha lavar an Tad eus un nefiv : " Hemañ eo va muiañ-karet. Ennem eus lakaet va holl garantez. Selocuit-en ". Karantez entre an Tad hag ar Nab. Gwelit a dost doareoù an Treuzneuziedur . Jezuz zo o proez kemenn d'eziskibion e tie bezñ gwallgaset, lakaet d'ar mero. Hag an ebostel ne gomprenon ket. Deuet eo da gas da benn aliezenn hag ar Brofeted, skendennet gent Noizez hag Bliss, hag en eskemm e amañ

vo roet dezhañ gant e Dad ur c'hloer divent ne deo ives en treugneuziendur nemet ur skendenn anezhi . Mar n'o deus ket neuze komprenet an Ebrestel, n'eo ket un abeg dimp da chom hep komprent muioe'h egeto .

Pasion Jezuz a vo mammenn a vuhez : evitñ mammenn a glod en e gorf dasore'het, evidomp mammenn a c'hras hag a vuhez speredel. Mammenn a vuhez evidomp : er soñj-se eo an hini a welan en aviel ar pevare sul. Ket eo lakaat promess sakramant an aoter ha burghud ar bara kresket e darempred gant ar Pask <sup>w-r-n-es</sup> hag ar Basion o tosteat; En e gorf mero hag adsavet e vo Jezuz, Pask nevez, mammenn a vuhez peurbad. Displeget em evs e lec'h ell holl-dalvoudegezh korf ar C'hrist e mister hon daspren : ret eo derc'hel soñj eus an dr -se pa venner komprent sakramant an aoter. Mer deo korf ar C'hrist magadurezh speredel eo en abeg dezhañ bezñ evidomp mister a vero d'ar pec'hed hag a zasorc'h d'far vuhez .

## 2) AR RAKSKEDENNENOU en TESTAMENT KOZH

Evit k's da benn al lezenn hag ar Brofeted eo deut Jezuz. N'eus tra ebet en Testament nevez kxg na vefe rakskeudennet al lezenn gosh. Ha zoken sakramant an aoter gant mann ar gouelec'h. " Ho tadoù o deus debret ar mann ha m'ro int . An hini a zebro eus ar bara a roin dezhañ, ne varvo ket " . Ha ne goll ket en Iliz soñj eus kement-se. Alies e za anoy eus trug rez an Ted en deus zojet pey tra a holl viskontzh evit prientñ a benn ar fin donezigesh e Verb ha donezon ar c'hras en abeg d'e Vab. Evel e-pad amser ar 7 skizhun, e kendalc'h ives en Iliz da venegin an Ezac'h-meur er breviel. Al levr-oferennoù ez eus nebeut awalc'h anoy anezho, nemet kudennoù Yûkob hag Biaoù e sadorn an eil sizhun . En oferennoù ez eus meneg kentoc'h eus gourec'hemennou al lezenn, eus ar Brofeted,

eus skouer o yun, eus o emzioù.

Er Brevial eta e vez lennet kendalc'h ar C'heneliézh. Koulskou e sul kentañ ar C'hoaraiz, e steuz skeudenn Isask, bet kouzaet, gwir eo, er sul ar 5 Sizhun. E-lec'h pennadoù eus an Testament kozh, eo lizher St Paol : " Setu bremñ an amzer vat ..." Met gant an eil sul eo Yakob, an hini a zesev bennozh e dud, Isask, an hini a vo ta an daouzek, ha ganto tad ur boblad diniver. Gant entreded sikhun eo Yosef, tad ar bora, difenour ar reizhded hag ar burenitez. Gant a pevare sul, Moizez, dieuber ar bobl, rener an Hebreed d'er silvidigezh eus dalc'h drastus ar Farson. Kement-se a os diouganou. Rak Jezuz eo ar Yakob gwirion, mestr en 12 abostol, hag a c'honezo deshñi ha d'e Roantelezh poblad ar Gristenion. Eh eo ar Yosef gwirion, argaset gant e vreudeur, gwerzhet d'an estrenion, difennou ar burenitez hag ar reizhder. Eh eo gwir Tad ar bora. Eh erfin a zo gwir rener pobl Done, an hini a salv an dud eus sklavelesh an dioc Farson. Mñ eo an hini hon ren da zoar ar Promesa.

Met ar skeudennou a zo skeudennou. Ha n'eo ket gant al lezenn gozh emañ ar silvidigezh wirion. Drezñi e-un n ne ro an Testament kentañ nemet tu da bec'hiañ. An inglev s. Iuvus, ar Pask gwirion, n'eus nemetañ, eo hini ar O'hrist. Kemerit abostol ar pevare sul, temnet eus al lizher d'er C'halated, gant skeudenn Agar ha Sara oe'h arrouezief an daou deantam. An hini kentañ, ne gas nemet d'er sklavelesh, d'er pec'hed, d'en ion. Ne ro ket frankiz ar galon dior an droug gant ar garantez. Ne ro ket frankiz dioutañ e-ñan. Rak kement mad hag a zo denet d'an dud dindan an Testament kozh, a oa dre rekdonezon eus grosou an Testament nevez. Jezuz a zo penroberidigezh an Testament kozh, met n'en deus an Testament kozh talvoudigezh ebet nemet gant Jezuz hag emañ. Distog diouzh Jezuz

ne gus nemet d'ar mero .

### 3) NON BUHEZ ER C'HRIST

En em stagomp eta oush ar C'hrist o c'houzont eo Eñ ar Salver n'eus nemetañ. En diavez dezhañ h'hellomp ket derc'hel. Gouezomp hon eus ni ives da stourm n'eo ket hepken a-enep hor c'hoantegzhioù met dreist-holl a-enep " galloudezhiou-se an defvalijenn " a zo an eled pec'herion, armad reiset gent ar Satan-Farson. Klask a raio herzel ouzhimp a ëremen d'er silvidigezh, betek ma vo beuzet a bem ar fin, gant e genseurted, e dourioù bras justis ar varn diwezhañ. Padol, stourm outañ hon eus d'ober. Diwallomp ne gouezhfemp adarre dindan dalc'h hon enebourion goude bezañ gant ar vadeziant o skarzhet ur wech diouzh hon ene. ( viel trede sul ar C'hoaraiz ) Rik dont a raio endro hon enebourion krefivoc'h c'hoazh, da glask kemer o c'hreffiv warnomp. Mar kouezh an den eo dre ma n'en deus klesket harp nemet ennañ e-unan. Evit gonit,lakomp Doue da zifenn hon ene. Jezuz eo an den krefiv hag ermet mat a-enep d'un disouled. N'eo ket ni a c'hellfe derc'hel. Se eo, e gav din, ster ar barabolen se songhus awalc'h, diwerbenn an ene purgaet hag adaloubet : Diwallomp a lakaat hon fiziañs ennomp hon-unan .

Setu perak in armoù kentañ a dleomp ober ganto eo nerzh Doue a c'honeomp gant ar sakramentoù hag ar bedenn. Ober gent ar sakramantoù,dreist-holl an oferenn-gomunieñ. Hag oferennoù ar C'hoaraiz a stummo hon ene d'er fiziañs ha d'er bedem : " Va daoulaged a zo bepred troet oush Doue. Eñ eo a zistrobo va zreid eus ar roudou; sellit oushin, va Doue, hag ho pet truez oushin; rak dilezet on va-unan ha psour. Va Doue, war du emoc'h am eus savet va c'halon, enee'h ~~xxxxx~~ emañ va fiziañs ; ne vezin ket goloet a vesh "(Kan

diger an Trede Sul) Mar hon eus fiziefs e sikour Doue, ne trec'ho ket warnomp armeadeù an disouled. Hōn Doue so ar c'hrefvəñ .

Gant an nerzh-se e c'hellimp k's da benn youl an Ted, ober ar gourc'hemennoù. Galloet a c'hellimp nouze kemer skouer war vadelez an Ted, evit kerout hon nesañ, kemer skouer ouzh Jezuz, da gerout an Ted, evel m'en deus kañret anezhañ : " Kershit en garantez, diwar skouer ar C'hrist, en deus en em ginniget evidomp d'e Ted, da brof ha da ostiv a frond dadius "(Abostol an Trede sul) N'eo ket ober hepken ar gourc'hemennoù a dalv un dre bennok : ar XXXIX Parizioned a vire anezho ha ne oant ket reizh, rak ne gleskent o reizhder nemet enno o-unan ; met ober anezho dre garantez ouzh an Ted, ma c'hellimp kanañ : " Gourc'hemennoù Doue a zo reizh, o leouenast ar galon ; dousoe'h int egek ar mel, ho servijer a zalc'ho degzo " Ni ives, omp galvet da gas da benn diwar skouer hon Salver al Lezenn hag ar Brofeted evit treuzneuziedur hon ene e tan ar Garantez .

Ar re en em zistag diouzh ar C'hrist a gouezh endro dindan dalc'h an disoul pe tud e vefent pe broioù. N'eus bro a c'hellfe laverout : " He eo merc'h henañ an Iliz, diwellet on " Koueghañ a ray en he lorc'h .

N'ep ket laverout : " He eo merc'h kentañ an Iliz " a dalv, met laverout : " He eo fell din begañ eus an Iliz, ha bezañ renet gent en Iliz " Se eo kentel pevare sul ar C'horraiz gent skeudenn Jerusalem, ar Chrefvlec'h eo Iliz Doue. Bezomp enni. Selaoump anezhi. An em renomp diouti hag en hor pedenn hag en hon obererezh

Ar Parizioned a gleske hepken chom hep ober droug; n'eo ket awalc'h, ret eo ober dre garantez. Ar vuhez kristen n'eo ket hepken un nann-ober-droug, met ives un ober dre garantez. Mister ar vuhez kristen, mister Pack a zo war un dro ur mister a vero hag a vuhez

gant un tu-nac'h-an, un tu-diogelañ. An hini a chom gant an tu-nac'h-an hepken, Testament kozh, Farizianed, a chom gant ar mero; ar re a ya gant an tu-diogelañ, Testament Nevez, karantez, a gav ar vuhez. Ar C'christ n'eo ket bet mero hepken, desore'het eo. Mar ne vije ket desore'het, ne vije silvidigezh ebet.

Diwar ar soñjou-se e tleomp ren hon emzioùer kristen. Ne daly dimp nemet gant ma' n em c'houarnimp war skouer ar C'christ evit karant an Ted ha neuze lek'at ar vuhez da splannañ emomp. Er soñj-se e vo fruezhus dimp an dalc'h war hor c'hoantegezh. Gouezomp tremendre ar mero evit gonit ar vuhez. Mero ar c'hoantegezh-spered, mero al lorzh gent ar bedenn <sup>ha sikour</sup> ar sakramentezh. Mero hor c'hoantegezh-korf gant ar yun hag an emgle'h. Mero hor c'hoantegezh-pere'henned, mero hor pighoni gant an alzon. Setu ar stourm a zesk dimp ar C'christ en aviel an tendadur.

Mar en deus Jezuz permetet d'indisoul tostnat outañ eo evit hor c'heleñnadurezh.

Ha mar gwelomp an Aled o servijout anezhañ eo ives evit hor c'heleñnadurezh. N'en doa ket ezhomm anezho, mar en dije k ret. Met evit diskouez dimp ez eo bet kannadet an Aled da servij Nab-den ez eo. Ni, hon eus ezhomm eus an Aled. Ni a g v sikour ganto. Gouezo o fedig da vont war hor skouezell. Kenlabourat a reont da vister hon silvidigezh evit leuniañ endro gant eneou ar sent ar plas'h dilezet en o renk-doh gant kouezhidigezh an disouled.

Emgann a speredoù .....

gwirionez sell' a daou du, an emglev nevez ha peurbadus, ar Pask nevez.  
M'eus ket da Iezuz Krist Sul an Dasorc'h eus ar Sulioù-mañ. Kement-mañ a zo  
an tremen, ar Pask.

Ha peogwir e tremen hor Salver dre an Izelegezh hag ar maro, da vezñi  
hon Rener, n'hon eus ken d'ober nemet heuliñ hor Salver dre an hent roueel  
evel ar bobl Iezuñakem a ambrougas anezhañ betek Jerusalem.

Frederiomp war vister ar Pask evel ma c'houlenn diganiimp trede kenbedenn  
binigadenn ar Palmez, ken kaer ar genbedenn-se : " Doue, o hwi hag hoc'h  
eus gouezet, en un doare burzhudus, en em servijout eus traou an douar evit  
deskinn disp hor silvidigezh ; grit, ni ho ped, ma kompreno ho servijerion  
deol petra verke ar rummad tud a yae, poulzet gant sklerijenn an Henn, da  
ziambroug ar Salver, o teurel skourroù palmez pe olived war an hent ma tlee  
dont ennñ. Ar skourroù palmez a oa ur skeudenn eus an trech'h a dlee bezaf  
gonezet war briñs ar maro; hag ar skourroù olived a verke donezonou ar  
Spêred-Santel. An evurus-se a gomprenas raktal e tlee ar Salver, dre druez  
ouzh poanioù an dud, ober brezel da briñs ar maro, evit saveteiñ ar bed hell  
ha kaout an trech'h dre évaro. Abalamour da se ar bobl a ginnigas dezhaf  
ar brankouï-se a verke ar gonid a dlee ober hag e drugarez vrás. Rak-se ni  
ivez, leun a feiz, o sonjal en traou a c'hoarvezas hag er pezh a verkent, ni  
he ped, Aotroù hon Tad Hollc'hhaloudek. Doue peurbad, dre Jezuz-Krist hon  
Aotroù, peogwir hoc'h eus c'hoantaet e vijemp e izili, grit m'hon devo an  
trech'h war ar maro ha perz e Dasorc'h klodus Jezuz-Krist."

Tremenet gant hor Salver da glod ar vuhez dreistnatur o c'hortez evit  
hor c'horf klor an Dasorc'h, gouezomp en tu hont d'ar c'henglac'h ar gant  
hor Salver, kanañ dezhaf meuleudi evit e galonegezh hag e garantez : "Klor,  
meuleudi hag enor deoc'h, Roue Krist, hor Salver"

Gouvezcap saludin ar Groaz, benveg ar boan, evel arouez bras an Trech'h :

Banniel ar Roue a lugern  
M'eo maro warnañ ar Vuhez  
De zegas dimp gant e enkrez  
Bihed ha trech'h war an ifern .

Mare ha buhez, glac'h ar palmez, Fasion ha Bleunioù .

## AR BASION HAG AR BLEUNIOU

Gant pevare sul ar c'hoaraiz, hon eus lennet er breviaire istor Moisez. Sa gantân e oa skeudennet dijà en sklaer, ar Pask, silvidigezh pobl Doue eus dalc'h ar pec'hed, da vont war du douar ar promesa. Evel ma lavar Aviel ar pevare sul-se, amañ tost ar Pask, ha burzhud ar bara-kresket a verk adal bremñ e vo diazezet ur Pask nevez gant hor Salver ; goude ar rakskeuden-nou maro, emañ o tont ar Pask gwirion a roio d'an dud ar wir Vuhez. Breññ n'eus ken ezhomm eus ar rakskeudennoù, hag e tilezer levr ar C'heneliezh. Goude geneliezh ar bed ha geneliezh ar bobl dibabet, eo bremñ Geneliezh rouantelezh Doue, lsc'n e vo azeulet an Tad en spered hag en gwirionez. E-pad amzer ar Basion hag ar Sizhun santel, a-vec'h ma ra an Iliz an eus lidoh ~~xx~~ Pask ar Judevion. Peogwir emaomp gant ar mister nevez ha peurbadus, ne daly ken chom da sellout ouzh doareoù distremenet.

Dijà gant an trede hag ar pevare sizhun e teue skeudenn Jezuz da gener el liderez al lec'h kentañ. Gant an Avielou e welemp droukrasñ ar Farizianed oc'h iriennañ en deñvalijenn penaos e lazhfent an Diouganer. Bremñ e par dremm hor Salver, hec'h-unan pe dost. Kemet ur ger ur wech an amzer da gelenn dimp penaos e tleomp en em stummañ ni iveau diwar skouer izelegezh Jezuz.

Emañ ar Farizianed, atizet o c'halon gant an Diaoul, o vagañ kasoni a-enep ar C'hrist, o droukkomz diwar e benn, oññ aozañ dezhañ poaniou krizh ar maro. Gouliet eo bet kalon Jezuz gant kement a fallagriezh, glac'haret eo bet o welout kement a zallentez. Dirak an dismegañs, ar reuz hag an tremenyan o tostaat evitañ, e sant en e gorf an heug o sevel eus donderiou natur-den. Ha n'eo ket hep abeg e kemer an Iliz a-dal bremñ, e/ Kanennou-emrespong an Ofis gwerzadou eus ar psalmou, ma tispleg enno an den reizh heskinet, e enkreziou hag e c'hoaneg. Ar psalmou-se tarzhet eus kalon ankeniet David, en deus teurvezet ar C'hrist o adkemer betek war lein ar groaz. Ha n'eus ket da arvariañ eo bet plijet gantañ o lakast da dremen war e vuzelloù, d'o c'has da benn ha d'o c'hargañ a nerzh salvus, evidomp iver da c'hellout ober ganto e-kreiz hon ankeniou.

N'eus nemet kemer ar c'han-digor pe ar gradual, pe ar pennad en deizioù mañ da glevout pedenn an den reizh a oar emeur oc'h ijinsñ droug a-enep dezhañ; hag ên didam li, dilezet e-unan penn gant e vignoned, a 'n em dro war du an Tad, da c'hculenn digantañ skoazell e deiz an aprou, ha gonid er splanner war fallagriezh e enebourion : " Va barn, Doue, ha disrann va c'haoz eus an dud disakr ; va dieub eus an den fallakr ha tozeller, rak Te eo va Doue ha va nerzh. Degasit din ho sklerijenn hag ho kwirionez ; va hentchet e deus betek ho menez santel ha betek ho teltoù " (Kan-digor sul ar Basion)

Diwar un hevelep menoz e kroger iveau er breviaire gant an Diouganer Yerem e kentañ vijelez ar sul-mañ.

Hor Salver a oa den gwirion, en e gorf hag en e ene-den, ha gouzañvet en deus enno poan wirion en abeg d'ar pec'hed. Ne dleomp ket hen ankouast, na sellout ouzh krizhder ar Basion, evel ma ne vije bet un netra evitañ. Seul grefhvac'h eo bet ar boan evitañ, ma os kizidikoc'h en e natur-den, ha ma

ouie gwelloc'h euzhusted an pec'hed .

Ret e/ oa se d'her silvidigezh . N'helle ket hep gwirionez an anken hag ar poanioù, diskouez d'e Dad karantez dispar, n'helle ket en em ginnig e nerzh e galon, evel ostiv a zic'hacou, mar ne vije bet un netra evitañ an emro-se.

Sofj eus poanioù hor Salver a die eta en deizich-mañ bezñ danvez en her pedennou a galon. Met kompreñemp mat penaos. Intentomp menor an Iliz.

Rveldoe'h-c'hwi on bet me ives rukunet gant levrioù, prezegennou o tisplegañ dimp esmacadurioù diziwezh diwar benn poanioù ar Basion Perak omp bet rukunet ? dre ma oant fromadennob goulio. Ha gwir hor boa da vezañ rukunet, rak poanioù hor Salver n'int ket bet goulio; hane dleomp ket en hon emsofj kristen sellout ouzh ar Basion evel oazh ur bourefiadur goulio.

Kesmae ar santerezh n'eo netra anezhañ e-unan, na skeudennou ar faltazi na pinvidigezh ar from. Rak n'eo ket aze emañ ar relijion, da l'avarout eo pezh hon liamm gant Doue. Rak ar c'hras eo an hini hor c'hevre gantañ, ha/ inkantement-karabixker diwar ar c'hras ar feiz, ar goanag, ar garantez, hag int n'emaïnt ket er c'horf, met er spered. Ne dalv ar sante nemet da reiñ liv ha ton da verzadurioù ar spered. A kendall nen eo nemet tra goulio. Klaskomp kompen ar Basion n'eo ket gent ar c'horf met gant an ene, e kennerzh ar c'hras. A-youl Doue e vije bet komzet dimp muioch eus ar pezh a dremene e spered hor Salver, eus ar goanag hag ar garantez a entane anezhañ .

Gwir hor bon da vezañ rukunet, rak ne dalv ket poanioù Jezuz anezho o-un met hepken dre ar garantez ouzh o bevaat. Un hent eo ar Basion, an hini ma tie gantañ hor Salver talvezout d'e Dad karantez divent, an hini ma tizo gantañ kloed peurbad evit e natur-den, hag evit e gorf kevrinus. galloud d'e santelaat gant e vuhez .

Tu a zo da sellout ouzh ar Basion pe en un doare buhezus, pe en un doare marvus. Hemañ siwazh eo hini re a brezegerion. Mar ne seller nemet ouzh glac'h ar Jezuz, ouzh poanioù e gorf, ouzh anken e santerezh, en em serrer en e wanderioù, hag en e varo ; chom a reer er maro, n'eer ket d'ar vuhez. Maro ar C'hrist a zo aner anezhi hec'h-unan. Ne dalv nemet gent ar youl a lusk e galon da zegemer ar maro-se ewel testeni a garantez d'e Dad. Met gwelet evelse en e ziabarzh, e spered Jezuz, ez eo ar Basion ur mister a vuhez, ar mister a vuhez dreist ar re all.

An Iliz-hi, ne ziagram ket poanioù hor Salver diouzh ar pezh a ra o dalvoudegezh, goanag ja karantez Jezuz, evel ne zisrann ket ar Basion eus ar froucezh anezhi, kloed Jezuz ha santelidigezh an dud. Zoken en ofise Sizhupioù ar Basion, ar Bleunioù, ar Sizhun santel, e juntr bepred an eil tu eus ar mister hag egile, o c'houzout mat nen eer gant un hent, nemet evit tizhout ur pal. Evel er psalmoi n'a ket pedenn ar just e kreiz e drubuilh hep ar goanag hag ar surentez e vo trech gantañ. Kemerit ar Psalm 21, hini hor Salver war ar groaz, hag en leun a anken ; met an trede lodenn a zispleg froucezh an aberz ha kement a zo brasuñ hag e astennus ennañ . (Pennad e sul ar Bleunioù)

O sellout a-dost ouzh komzoù al Liderezh e weler busn n'eo ket komzoù an Iliz ken glac'haret hag an doarezh diavez a recomp bremañ ganto e-pad ar sizhun santel. Ar pedennou, an testennou dibabet, n'int ket ken teñva hag e fell dimp hiziv o lakaat. Ar Grenn-anzer gant he zech da fromin

eo an hini a zo tremenet dre aze, da livan ho lidou, gant ur vrizh-arouezelzh didsalvoud awalc'h, evel en ofis an denvalijenn, ar gouleier lazhet hag an tousmac'h, "ar strepitus".

Poñioù an den-reizh ne veuzont ket e holl ene er glac'h ar hag en doan. E barr e spered, el lec'h ma trec'h ar goanag hag ar garantez, n'eo ket teñvalijenn an enkrez hag a drec'hfe, met al levenez hag ar sklerijenn. "redomp e c'hell ar vrash poen mont gant ar vrash levenez, pañ eus en ene goanag ha karantez, pa splannat gant ar vrash poen, brasan goanag ha karantez, rak int a zo buhez ha levenez." Bevan a rin hag e talc'hin d'ho kourc'hemenn", a laver Kan-Kinnig Sul ar Basion, evel pa laverfe : "Bevan a rin o terc'hel d'ho kourc'hemenn". Ha gwir eo, rak e kreiz ar poñioù e tizho ene Jezuz barr ar garantez hag ar vuhez. Ha diwar ar vuhez-se e resevo iveau e gorf adwuhez ha kloñc pourbodus.

====

Met dispiegomp doareoù an hent rouzel-se kemeret gant hor Salver en e Basion, ha nen eo nemet al lakaat-da-dalvezout eus ar pezh en deus laveret e-unan en vurustedou : Rvurus an hini a c'houzañv poen evit ar Reizhied h ar wirionez, rak Rouantelez an Neñv a zo dezhañ. Jezuz eo an Hini en deus en kentañ ha dreist ar re all, gouzañvet poen evit ar reizhied, ha setu perak Rouantelez an Neñv a zo dezhañ, lakaet maz eo bet gant e Dad da Roue ha da varner war bep tra : "Vit ma stouo pep glin en an Jezuz, en neñv, war an douar, hag en ifernioù, ha ma anzavo pep teod oman Jezuz-Krist e gloar Doue an Tad" ( Abstol Sul ar Blouinioù)

Deuet eo Jezuz evel test, ha test e vo en ur ster klok betek reññ e vuhez evit e desteni, o vezañ ar merzer = an test, dreist kement hini. Deuet eo evel Test e Dad da gemenn d'an dud pezh en deus e Dad roet dezhañ da laverout. Rak en eo an hini a glev sekredou e Dad, en eo Verb an Tad : "Pehini, ene Sant Eosten, eo kelennadurezh an Tad, nemet Verb an Tad ?" Ha peseurt testeni, nemet ez int tri hag en deus an Tad en e vadolezh galvet an dud da gener perz en o buhez doucel; en em reññ e ra dezho en e Vab. Nebet e tie an dud respont d'ar vadolezh-se gant o c'harantez hag o sentidigezh da youl an Tad. Ha peogwir ne felle ket d'an dud sentiñ ouch ar youl wenniget-se, e tiskouezo -Eñ dezho dre an ober, an hent a dleont mont gantañ. Eñ a vo test ar wirionez betek mervel eviti. Laouen e roio e vuhez evit an testeni, evit gwareññ gwirionez e Dad, dre garantez evitañ : merzher e vo.

Mont a raio gant hent an izolegezh, da ziskouez d'en dud ne vrasha kalon an den nemet o sentiñ ouch Doue, o 'n em izelaat dirazañ ; ne ziskenn gra an Tad nemet war ar re 'n em harpont ket warno e-unan : "Diskaret en deus ar re c'haloudus diwar o zron, hag adsavet ar re izel" Urzh ar c'hras a zo kontrol d'an furzh ar poell-natur.

Un testeni roet d'an dud, setu aze unan eus doareoù ar Basion, met n'eo ket an hini nemetañ. Dises eo en ur c'hevrin ken pinvidik dispiegant kement fas a zo d'ar mister. Rak nen eo un testeni a wirionez roet d'an dud, nemet evit bezañ un testeni a garantez diskouezet d'e Dad.

Ar pec'hed, adalek pec'hed Adam, pep pec'hed a zo dismagañs a-onep an Tad. Eñ an hini en deus divizet lezennob ar bed, Eñ en deus mennet ar goure'hemennob da vuhez an den, evel al lezennob nerzhoniell d'an elfennob ha d'ar stered.

Hag an den o vent gant e engarantez hag e vrasoni, en deus dismagañs

an Tad. En, Jezuz, a sento. A-enep d'ar pec'hed, Jezuz a fell dezhañ reïñ d'e Dad brasañ sentidigezh, kas e youl da benn betek ar brasañ emziouer hag ar vrassañ izziegézh, betek ar maro ha maro ar groaz. " En em izelaet en deus betek ..., ma 'o, ha maro ar groaz ", betek ar c'hrishañ, betek ar meahussañ. N'eo ket l'ep abeg eta e lazar Kan-Kinnig Sul ar Basion : ~~Mon~~ "Derc'hel a rin d'ho kourc'hennnoù", o lakaat war ziweuz hor Salver gwerzadoù ar Psalm 118-se, a gan hent ar Reizhder diouzh youl Doue.

Testeni a garantez d'an dud diskouezet ives dezho. Rak dont a ra evit dic'hant buñ evito, o kemer war e gont paement ar pec'hed ar oberiet ganto : "Kement-mañ eo va c'horf roet evidoc'h" (Kan-komunion Sul ar Basion) En eo Dasprener ha Salver poplañet an dibabidi. En e wad eo kaset da benn an englev nevez ha peurbadus etre an dud hag an Tad : " Kement-mañ eo Kalir an Testament nevez em gwad " Rak an Hini en deus en em ginniget d'an Tad evel ostiv dinamm dindan lusk ar Spered santel, a c'hello santelagt hon enec'hag o lakaat e stad da servijout an Doue bev. Hanterour e vo etre an nef'hag a douar, etre an Tad dismeganet ha ni, hanterour a vuhez dindan lusk karantezus ar Spered glan (Abostol sul ar Basion).

Rak an Tad hñ ives a roio testeni d'e dro. Gouzout a ra Jezuz gant peseurt pinvidigezh e resproto karantez e Dad, d'e garantez-hñ ha peseurt goñt a dalvezo dezhañ e Basion. Ar c'hlod, ar vuhez peurbad d'e gorf adsavet, met an dasorc'h ives d'e gorf kevriñus; an cil efed o vent a-gevre gant egile. Met pa chomo e gorf-kig betek an trede deiz en douar da surast d'an dud e varo, e vo roet en enep d'ar c'horf kevriñus tennañ gonid eus frouezh e varo, rak " hiziv, ene Jezuz d'al laer mat, e vo ganin er Baradoz Setu en mammenn diheskus a vuhez dreistnatur, setu-en lakaet gant e Dad da benn-reñer war ar Rouantelezh : " Dorn Doue en deus diskouezet e nerzh, dorn Doue en deus va adsavet; ne varvin ket, bevañ 'rin evit meulin oberok an Aotrou " (Kan-Kinnig ar Yaou Gamblid)

Kement-se a zo displeget don, n'eo ket hepken en abostol sul ar Bleunioù met ives en viel sul ar Basion. Gwelit a dost an aviel-se : talvezout a ra ar boan. Deuet eo Jezuz da vezañ test e Dad : " Mar lavaran deoc'h ar wirionez, perak ne gredit ket emnon ? an hini a zo eus Doue a selou komzou Doue ". Jezuz, an hini a glev, a selou anezho d'o laverout d'an dud. Ar Judevion avat ne selouont ket. Argas a reont an testeni. Dero'hel a raio Jezuz dezhañ betek ar maro : " Met enorin a ran va Zad... ne glasken ket va gloar-me ". Gouzout a ra betek pelec'h e vo ret dezhañ enorin e Dad, betek an dismegan ar brasañ : " C'hwi a ro dismegan din ". Dre an dismegan-se end-eeun e roio kloñ d'e Dad, o tistreadañ en Diaoul pa gav hemañ gonid war ar C'hrist. Mont a ra d'ar maro gant fiziañs, o c'houzout mat e tasorc'h d'an trede deiz, evel m'en deus diouganet : " Ne glasken ket va gloar, met unan ' zo a glask anezhi bag a varno ". Hent ar groaz a vo evitan hent an treç'h hag an advuhez peurbadus. Hag evitgñx an dud e vo silvidigezh. En ~~peurziduñ~~ doare ma kavo ives buhez hiviziken kement hini a gredo ennañ hag a heuilho e skouer : " E gwirionez, me hel lazar deoc'h, an hini a zalc'h d'am c'homzou-me ne anavezo ket ar maro ". Penoù laverout gweñoc'h e berr komzou, kement a zo eus mister ar Basion ?

Saludomp eta gant bleunioù an Hini a zeu en anoy en Tad, nab David, a dosta da Jerusalem, Roue a beoc'h hag a vadelezh, an Hini a saludimp arc'hoozh evel Leon Juda, evel an Treç'hour galloudus hag ar Vammenn a silvidigezh.

Rak dasorc'h ar C'hrist a zo un dra diarvar, adalek e Basion hag e boñioù; pe karantez ar C'hrist d'e Dad en e Basion, pe karantez an Tad d'e C'hrist en e dasorc'h, a zo un hevelop mister a vuhez, un hevelop

## A R P A S K

### Ar mister a varo hag a vuhez

Mar geller lavarout resis ar c'houlz ma adstag an Iliz da ganaf Alleluia, n'eo ket ken aes-se merkaf pelec'h e krog mister Pask, na pelec'h ez echu. Rak ar Pask n'eo ket hepken Dasorc'h Jezuz Krist, met ar mister a varo hag a vuhez, a zo tremen hor Salver dre hent ar Basion evit tizout ar vuhez hag ar c'hlod evitaf hag evidomp. Mister a varo hag a vuhez, an eil tu kenstag ouz egile, ha disrannus an eil diouz egile.

Netra splannoc'h el liderez. Dija gant sul ar Basion e kane an Iliz ar meulgan d'an hini a drec'h gant arouez ar Groaz :

Kan, va gencù, an engann klodus,  
Ha lavar trec'h uael arouez ar Groaz,  
Penaos Salver ar bed en deus trec'het  
O vezaf bet lazet.

Ar Yaou Gambrlid a zo leun eus raksoñj an dasorc'h. Lakaet e vez e kemm er Gradual, maro ar C'christ hag e adsavidigez klodus : " Ar C'christ a zo 'n em c'hraet evidomp sentus betek ar maro ha maro ar Groaz. Setu perak en deus Doue e adsavet, ha roet dezan un ano a zo a-us da gement ano ". Hag ar c'han kinnig a laka en arack war ziweuz hor Salver XXXXXXXX an destenn veuleudi hag a lid e drec'h war an Ankou : " Dorn dehou an Aotrou en deus va dassavet; ne varvin ket, bevañ 'rin ..."

Nann, pa seller a dost, n'eo ket ken triast-se ofisou ar sizun santel. Rak levez Pask en em sil dija gant poaniou ha glac'har ar Basion. Evel me vo ket ankounac'haet gant gouelioù an Dasorc'h, pessurt priz a zo bet paeet evit hon daspren. Pa ganomp e meulgan peroh ar C'hasimodo trec'h nor koue, ne zisonjomp ket

En deus-eñ skuilhet e holl wad  
'N e garantez-veleg d'e Dad,  
O vezaf profet e gorf sakr  
War aoter ar Groaz venniget.

## Stourm sebezus

Ret e oa d'ar C'hrist tremen dre ar maro evit antren en e glod. Rak n'eus ket trec'h hep stourm. Met souezusat emgann, ma trec'h hor Salver war ar maro o'n em lezel da gas d'ar maro. Pa gav d'an Diaoul gonit, d'ar c'houlz-se end-eeun ez eo diskaret e c'haloud. Ur wech c'hoaz ez omp dihenchet diwar hor reizmeizerez a natur, ha galvet d'ur mister a-us d'an doareoù boutin. Pa seblante Jezuz 'n em lezel da vezaf diskaret gant an Ankou, gant ar pec'hed, gant an Diaoul, d'ar c'houlz-se e trec'he warno da vat. Penaos ? dre c'haloud e garantez-veleg hag en em brofe ganti d'e Dad en un nerz divent : " An Ankou hag ar Vuvez o deus stourmet sebezus. Penn-rener ar Vuvez, goude vervel a ren advevet... Ar C'rist didamall en deus adunvanet ar bec'herion gant e Dad ", ~~a-hellomp bremarf-kanañ-en~~ (Heuliadig Pask.)

Gwidreüs maz eo an Diaoul, en deus hor Salver trec'het warnañ gant muic'h c'hoaz a widre. Mar en dije gouvezet Satan piv a oa an hini a varve, ha perak e varve, n'en dije ket atizet ar gasoni ~~e~~ kalon ar Juzevion nag al laokentez e kalon ~~an~~ Pilat. Touellet eo bet an Diaoul gant an diavaezou, evel ma kendalc'h ar bec'herion da vezaf touellet gant an diavaezou, ha diwar benn ar bed, ha diwar benn ar Rouantelez.

Ar mister hag en em lide e kalon hor Salver a oa avat diskar ar pec'hed, diskar ar maro. Rak holl gasoni holl bec'hedou an Aeled hag an dud a oa trec'het gant Karantez ha sentidigez divent kalon hor Salver d'e Dad. E kalon hor Salver ~~xxxxxxfranx~~ emañ an trec'h kentañ, an trec'h pennaf ha peurstabil hiviziken, nen eo kement trec'h all nemet un diskouezidigez anezaf, adal adsav e gorf e beurevez an Dasorc'h betek donedigez vrás ar varn diwezañ.

## Klezxxgħixx

## Jezuz klodusæt gant e Dad

Ha bremarf e vo sevenet pedenn hor Salver d'e Dad arack mervel : " Tad, roet em eus klod d'hoe'h ano, roit klod din ". Mister Pask a zo da gentaf holl, un eskemm a garantez etre ar Mab hag an Tad en unvaniez ar Spered glan. Evel krouidigez ar bel, penn da benn,

a zo ur mister a gengarantez etre ~~un personadurion~~ an Dreinded. N'omp ken troet bremañ da welout an tu-se d'ar mister, daoust ma oa boaz gwechall tadoù an Iliz ~~ur seurt arvesterez~~, daoust ma ra iveau al liderez gantañ. Stummet omp da sellout ouz ~~darempredou~~ an den gant Doue, ha pa gomzomp eus hor Salver e tiskulioù ennañ darempredou an denelez gant an doueelez. E dasorc'h ar C'hrist ne welemp evelse nemet nerz an doueelez ac'h advevaat e gorf-den. Ur seurt soñj n'eo ket fazi dre ar pez a lavar, met dre ar pez ne lavar ket. Gwir hon eus da lavarout Jezuz en deus en em adsavet gant e nerz Doue en deus en em advevaet. Rak Jezuz e-unan en deu disklaeriet : " Galloud em eus da lezel va buhez, da vernel pa garin; ha galloud da adkemer va buhez, da adsevel pa garin ". Met ne zisoñjomp ket ne adkemer Jezuz e vuhez nemet evel donezon e Dad dezaf. An dern dehou-se a gomz anezaf testennou an oferenn er Yaou Gambrlid, hag adarze da verc'her Pask, d'ar pevare sul goude Bask, an dorm-se eo dorm dehou an Tad, en deus respontet da garantez e Vab o reñi dezaf ur c'hlod divent. " Paetred Israel, ha C'hwi doujerion Doue, selacuit : Doue Abrac'hám, Doue Isaak, Doue Yakob, Doue hon Tadoù, en deus kloodusaet e Vab Jezuz, an hini hoc'h eus drouk-roet ha nac'het dirak Pilat pa varne anezaf didamall ", setu-komzou <sup>ene</sup> Sant Pér en oberou an Ebrestel a lennomp da abostol merc'her Pask; ~~xxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ha sklaer eo o ster, amañ n'eus ket da arvarif e komz Sant Pér eus an Tad hag eus ar Mab.

Adalek huanad diwezañ ar C'hrist e oa gonezet an trec'h gantañ, daoust ne oa ket anat c'hoaz en diavaez. Gant maro Jezuz e oa diskaret galloud Satan, galloud ar pec'hed, galloud ar maro. Efedus e oa dioustu an trec'h-se evit an eneou a voe digoret neuze evito dor an evurusted peurbad, gwelidigez Doue tal ouz tal. Mar rank ~~xxxx~~ dasorc'h korf Jezuz gortoz betek an trede deiz eo evit ma vo splannoc'h trec'h hor Salver war ar ~~Ankou~~, o vezaf bet suraet evelse d'an holl ~~xxxx~~ gwirionez e varo. An Dasorc'h eo kentaf diskouezidigez d'an dud eus ar c'hlod-se roet dezaf gant e Dad, met ~~xxxxxx~~ kenderc'hel a raio gant ar bignidigez en nefvol, gant e zonedigez evit ar varn hollek.

An Dasorc'h eo eta diskouezidigez Trec'h Jezuz war an Ankou Èvel ma kan an Iliz e kan-Komuniañ merc'her Pask hag adarre en Alleluia ar pevare sul goude Bask : " Bremañ an Ankou n'en deus galloud ebet ken warnañ ". Ar C'hrist " ganet gwechall eus ar Werc'hez a c'han bremañ eus ar bez " ( meulgan ar vijelezou en amzer Bask ); ha ken burzudus an eil ganedigez hag eben, gant an disheffelder-mañ kenetrezo ma oa an hini gentañ evit mont d'ar boan, hag an eil an digoradur d'ar vuhez divrall. Met n'eo ket evitañ hepken e vefe adsavet hor Salver. Èñ a zo an Adam nevez a ro digoll ha dic'hacu eus kement en doa kollet ha gaouet egile. Korf adsavet Jezuz a zo dimp mammenn a adsav. Ennañ ez omp dasorc'het dija en mennad ( de jure ), daoust na gemero efed hon Dasorc'h nemet d'ar varn diwezañ. " Ar C'hrist a zo adsavet, ar c'hentañ eus ar re gousket " ( pennadig da zikkink Seks en amzer Bask ). A, pegen trec'hus ton ar c'homzou-mañ en Diskuliadur Sant Yann: " Me eo an hini kentañ hag an hini diwezañ, an hini a vev; maro on bet, met setu ma vevan e kantvedou ar c'hantvedou, hag em dalc'h emañ alc'hweziou ar maro hag an ifern " ( Disk. I, 17-18 ).

Alc'hweziou an Ifern, gant ar skeudenn-se e tispleg Sa nt Yann trec'h ar C'hrist war Satan. Ar galloud-se en em ziskouezo dreist-hell gant ar varn diwezañ, pa zeuio hor Salver da lakaat e enebourion da skabell dindan e dreid, pa chadenno galloud an diaouled a c'hell c'hoaz ober o reuz dre ar bed evit aprou an dibabidi. Adlennit en Diskuliadur aq' ar c'hoaz ober o reuz dre ar bed evit aprou an dibabidi. Adlennit en Diskuliadur peogwir e stieg an Iliz gantañ en trede sizun goude Pask. N'eus levr ebet en Testament nevez a-bez en defe muioc'h a nerz trec'hli del. Mar ne 'm em ziskouez ket c'hoaz galloud barn ar C'hrist eo un dra kadarn hag asur : Èñ a zo bet diazezet gant an Tad barner ar re ver hag ar re varo ( abostol lum Pask ). An Tad a oa an hini en doa da gentañ gwir da varn : ~~en~~ Èñ en deus divizet lezennou ar bed, lezennou ar speredoù evel lezennou ar stered, èñ eo an hini en deus divizet ~~en~~ gervel ar grouadurion d'ar vuhez dreistnatur; mennad ar bed a zo e dra. Èñ eo eta an hini en doa gwir da varn. Met

Met en abeg d'ar garantez en deus diskouezet e Vab dezañ en deus roet da Jezuz e wirioù war bep hini, ha diazezet anezañ barner ar re vev hag ar re varo, ha <sup>pa, laramvran ar u ver haf ar u kero</sup> n'eus ket da gomgren ~~anaf~~ an traou diouz buhez ar c'horf hepken, met dreist-holl diouz buhez an ene.

Met se n'eo ket c'hoaz ar pep pennañ. Gant e varo en deus diskaret Jezuz galloud ar pec'hed. Penaos ? O tont da vezañ evidomp mammenn a santelidigez. En abeg d'e aberz e resev en ~~en~~ e ano, kement den a gred ennañ, absolvenn e bec'hedou ( abostol lun Pask ). Dasprenet emp bet, da lavarcut eo ~~je~~ bet paeet gant Jezuz ar garantez hag ar sentidigez a oa dleet d'e Dad evit dic'haouïñ ar pec'hed." Pep galloud a zo bet roet difi en nefiv ha war an douar ", eme Jezuz d'an ebrestel goude e zasorc'h, n'eo ket hepken ar galloud da vestroniañ, n'eo ket hepken ar galloud da varn, met ar galloud da santelaat. Mammenn a c'hras eo bet evit an Aeled hag Adam ~~nuxgantkñ~~ en e stad kentañ, gant e zonedigez er bed; met evit bezañ mammenn a c'hras ~~evit~~ <sup>bek</sup> ar bec'herion e oa ret paeañ evito an daspren. Bremañ eo <sup>bek</sup> trec'het war ar pec'hed, war pep pec'hed; ha diskouezet e vo ez eo en Jezuz mammenn a santelidigez . Ner vo ken bremañ santelaet an dud evel e kuz, met en anat d'an holl, gant an Iliz hag ar sakramantoù; diskouezet e vo en deiz ar Pantekost nerz puraer ar Spered Santel. ~~Hag setu perak e kas~~ bremañ Jezuz e ziskibion da brezeg ha da sakramantñ an dud . " Pep galloud emezañ, a zo bet din war an douar evel en nefiv. It eta da vadezin ar broadou en ano an Tad, hag ar Mab, hag ar Spered Santel " ( Aviel gwener Pask ). Gant ur seurt kenwelerez eo e tleomp lenn kement testenn el liderez an ~~fa~~zer-mañ, ha niverus int, a gomz dimp eus ar sakramantoù. Betek fin an amzeriou o deus bremañ ar veleion galloud da geleñ, da vadezin, da gofesaat ( aviel ar G'hazimodo ), da lavarout an oferenn ( Yaou Gambrlid ). Pa 'nem ziskouez Jezuz d'e ebrestel en e gorf dassrc'het eo ar ~~sin~~ evidomp ez emp tremenet d'ar vuhez dreistnatur. Rak ar pez a c'hoarvez e gorf-natur hor Salver a zo arouez d'ar pez a c'hoarvez en e gorf kevrinus. Maro emp gantañ d'ar pec'hed, hag adsavet gantañ d'ar vuhez. Hor bezet muioc'h a feiz e galloud santelaat ar C'hrist. Da vihanañ, en amzer Bask, pa welomp ar bobl kristen o resev ar

sakramantoù, gouezomp ez eo an amzer vrás da sellout ouz ar C'hrist evel santelaer an dud. Gant abeg e lavar an dud " ober e Bask" eus kofesaat ha komuniañ, rak ober e Bask eo en em stagañ ouz ar C'hrist, ha tremen gantañ d'ar vuhez nevez dre nerz ar Sakramantou. Met na chomomp ket sac'het war hent an Treme evel ma c'hoarvezas gant ar Judevion ~~xxxxx~~ aet ermaez eus douar an Ejipt, kendalc'hemp d'ober Pask bemdez.

### An Dremeradeg

Tamm ha tamm, setu ni degaset d'an efvoradurioù a skeudenne ar ger Pask e soñj ar Judevion: Tremenadeg poblad Israel eus dalc'h daour ar pec'hed betek douar ar promesa. Bremañ " penn-ren ar Vuhez " eo ar C'hrist. N'eo ken Moisez a c'houarn; treiz ar Judevion a dreuz d'ar mor ruz ; Jezuz eo an hini hor blegn d'an douar ma tiver al laez hag ar mel . " En ho teiz-lid e vle gnin ac'hanoc'h d'un douar ma tiver al laez hag ar mel, alleluia " ( kan-kinnig yaou sizun Bask ). An douar-se eo rouantelez Doue lec'h ez omp antreet gant ar vadeziant, lec'h ma tafivaomp laez ha mel speredel ar wirionez dreistnatur, a dle hon diweuz chom glebiet ganto evel muzelloù bugale nevez-c'hanet.

Jezuz eo an hini hon galv eus an defvalijenn d'e sklerijenn vurzudus: " Pobl an daspren, kemenn, alleluia, galloudezic'h an hini en deus Na Valvet eus an defvalijenn d'e sklerijenn vurzudus, alleluia " ( Kan-kommunia Yaou sizun Bask ).

Moisez en doa roet dour da evañ d'ar bobl er gouelec'h, met n'eo ket dour-sac'h, dour hanter-sal a rofe dimp bremañ hor Salver, met dourioù strink ha puilh e c'hras : " Evel ar ~~xxxxx~~ c'hurun eus lein an nêfiv he deus tregernet mouez an Uhel-dreist, hag en em ziskouezet o deus ar mammennou-dour. " ( Kan kinnig meurz Pask ).

War bedenn Voisez en doa Doue pasket ar bobl gant ar mann er gouelec'h, Jezuz hor pask gant ar bara gwirion diskennet eus an nefiv. " Digoret en deus an Actrou doriou ann nefiv; hag e kouezas dezo evel glav, ar mann d'o faskañ; reñ a reas dezo bara an nefiv; bara an Aeled a zebras an den, alleluia " ( Kan-kinnig merc'her Pask )

Hag e lec'h ma oa Moisez ur penn-rener taer ha diaes , evel ma oa dleet d'ar bobl-se penn-kalet, ez eo bremañ ar Mesaer mat hag hor blegn, an Hini en deus roet e vuhez evit e zefived. " Ar C'hrsit, hor Pask, a zo bet aberzet " ( Alleluia Pask ). Ar C'christ eo hor Pask, da lavarout eo, ennañ ha gantañ e tremenomp d'ar vuhez. En eo an hent, ha war un dro an hini hor galv war an hent-se gant e vouez trugarezus : va defived am anavez, hag ez anavezan anezo. ( eil sul goude Bask ).

#### Adc'hinivelez ar Vadeziant

~~Stag eo soñi~~ an holl sakramantoù ouz skeudenn veur an Dremenadeg, evel m'hon eus dija damwelet. Met ar vadeziant eo dreist-holl an hini a lidomp en ~~míxim~~ deizioù-mañ. An Hebrewed o tremen a dreuz d'ar mor-ruz a zo arouez ar Gristenion o tremen bremañ dre zour ar Vadeziant, evit bezañ dieubet eus dalc'h ar pec'ned, eus sklavelez Satan, hag antren e rouantelez Doue dindan frankiz ar garantez. Gwelc'het omp e dour ar feunteun-vadez , gwelc'het omp gant an dour, a zo dezañ ano ar gwad, gwelc'het omp gant ar mor-ruz, a zo gwad hor Salver skuilhet evidomp. En dour ar vadeziant eo bet beuzet hor pec'hedou, enebourion hon ene . " An aotrou en ~~míx~~ deus o bleniet ermaez gant ~~nn~~ spi; ha beuzet en deus er mor o enebourion, alleluia " ( Kan digor Gwamer Pask ). Gouvezet en deus al liderez kenstrollañ ar sonjezonou-se pa ganomp e meulgan ar vijelezou :

XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX

Mesaer peurbad, da dropell drant,  
'Welc'hez en dour ar vadeziant,  
Hennez eo gwelc'h an eneoù,  
Hennez eo bez an dorfedou.

Kompreñ a reer gant se perak e plije d'an lliz, gwechall, ober badeziant vrás en noz Pask. Dimp eo ar c'houlz bremañ da vihanañ, da gounaat hor badeziant-ni, ha da nevezañ e douriou ar binijenn kannder sac-wenn hor buhez dreist-nat̄ar. An testennou-se bet dibabet

gwechall en abeg d'an nevez-kristenidi, a dleomp o lakaat brenn da dalvezout evidomp, o c'houzout ez eo sakramant ar vadeziant ennoemp, bepred ken galloudus hag en deiz kentan. Pez a dleomp ober eo advevaat yaouankiz hor feiz, na vo ket divlez evidomp gwirioneziù ar rouantelezh met bepred nevesoc'h ha berusoc'h/ Ar feiz eo an hini a zo trec'h war ar bed (Abostol Sul ar C'hasimodo). Ewel bugale nevez c'hanet, c'hoantaop al laez speredel : ar vugeliez speredel a zo un dra gozh, ken kozh hag an Aviel ; ha pep bloaz e tenn an Iliz hon evez warni oc'h adkemer komzoù St Pêr, en Abostol ar Sadorn Gwenn, hag a kan digor Sul ar C'hasimodo. Adnevezomp eta yaouankiz hor feiz, o kredin gent mioc'h a nerzh er yaouankiz peurbad-se a zo buhez ha klod ar C'christ en e c'halloud peurbad. An hini na veze ket trec'h en e galon ar feiz vev e dasorc'h ar C'christ, n'hall ren nemet ur vuhez kristen disteract. Rankout a ra dezhañ al lañs, an emastenn, santerez an trec'h. Kreomp dre an ebrestel a wel anezhañ, dre zacuarn Tomas a stok outañ. Degemeromp diwar o muzelloù al laver a silvidigezh a vez kaset dimp (Abostol eurzh Pask) Degemeromp anezhañ gent lenn ar Skritur ha prederiañ warnañ, ha tanvañ testennou hol lidou sakr.

#### BEVOMP EN DILHAD GOUEL

Bevomp en dilhad gouel, e levezon diabarz ar c'hras hag ar feiz. Resevet hon eus sac e wenn ar C'hrs en deiz hor badeziant ; bendez hon eus da gaeraat an zhi. Iwisket hon eus ar pec'hed evit gwiskañ ar C'christ (kan-komuniañ ar Sadorn gwenn), da laverout eo resevet hon eus graz ar vuhez dreistnatur. Gwechall pa veze badezet tud en oa oad, e veze splana talvoudegezh seurt komzoù ; evurus ar re-se a veve en ul liderez a oa sklaer evito ar c'hozoù hag ar jestroù anezhañ. Evit diskenn er feunteun vadez e veze ret d'ar gatecizidi, dilezel o dilhad, tennañ o botoù. Ha dispelegañ a rao an Doktored Léon hag e oa dilez ar gwiskemantoù boutin, skeudenn da zilez ar vuhez pagan, hag e oa leunañ ar botoù skeudenn da zilez ar sonjennob loenck, o doa Adam hag e

vugale evel gwisket goude ar pec'hed dre gemer da zilad dibourc'h an  
anevaled. O tent ermaez eus an dour salvus e kemerent un dilhad gwenn  
a virent betek dilezel anezhañ e Sul ar C'hasimodo. Pa lavar St Pêr :  
"Diwisket hoc'h eus ar pec'hed, ha gwisket ar C'hrist;" ne oa ket dister-  
evito an hañv ladenn. Evel just, evel pep hañvaladenn ne vije ket houmai  
peurvat. Daoust d'ar feizdouecurion lavarout ez eo ar C'hras ennomp,  
un "habitus", un doare nevez, evel ur gwiskant nevez, a tleomp mirout  
soñj, n'eo ket ar C'hras ennomp doare nevez diwar c'horre, na tra maro  
evel ur gwiskant, met un doare nevez buhezus a genn a splu diabarzh  
hag endon hon natur.

Ha da Sul ar C'hasimodo, diwisket an dilhadou gwenn, e teske an Tadoù  
Kozh d'ar gristenion nevez mirout en diabarzh pezh a zilezent a zi-  
vaez. Evel ma ra an Iliz en ofis al Laudes war ar sizhun : "Mont a ra  
kuit an noz, dont a ra en deiz. Dileomp eta oberou an deñvalijenn, ha  
gwiskomp armoù ar sklerijenn" (Rom.XIII,12-13) Kreskomp er C'hras gant  
oberou ar feiz.

#### BELEGIEZ SAKR.

Ar feiz-se ra splannoc'h muic'h mui en hen oberou, rak mar dosp  
bremm ar bobl dibabet, kemeret ganti lec'h ar Judevion, mar dosp ar  
vroad santel bet gwele'het e nor raz ar vadeziant, eo evit bezañ ur  
velegiezh sakr a 'n em uneno gant hor Salver en e aberz dre lid an  
oferenn. Galvet omp da innig sakrifisioù speredel, plijus da Zoue an  
Tad, dre Jezuz-Krist (abostol ar Sadorn gwenn)

Ar C'hrist, an hini zo hor Pask,  
Danved ar Pask bet aberzet,  
Hag ar bara dinam a bask  
An one glan gant e reizhded.

Ar Pask, an tremen d'ur vuhez brepred splannoc'h a vo an oferenn  
bevet ganimp en un enginnig donoc'h ha gwiroc'h bepred. Maro eo evit  
hor c'hinnig d'e Dad : " Ar C'hrist a zo maro ur wech evit hor  
pec'hedou, en reizh evit ar re zircizh, evit hor c'hinnig da Zoue ; maro

eo en e gorf evit kaost buhez en e spered "(Abostol Gwener Pask) An oferenn eo al lid ma kompreñimp ennañ ar mister-se a vuhez hag a varo, ma varv ar c'horf evit buhez ar spered. Ganti e vo adnerzhet hor feiz en kloed santelais hor Salver, hor feiz en e drec'h war ar maro, war Satan, war ar pec'hed. Sakramant an aoter eo, an hini ma kavimp ennañ perz brasoc'h e buhez Jezuz, ar c'hlod d'hon ene, arrez ar c'hlod d'hor c'horf. An oferenn eo dreist-holl ar Sakramant ma anavezimp ennañ Jezuz "En torridizezh ar bara ez anavezas an diskibion an Aotrou Jezuz "(Alleluia an eil sul goude Bask)

#### HIRAMZ AR FEIZ

Evel an diskibion, lavaromp d'hor Salver: "Chomit ganimp, Aotrou, rak dont a ra an noz". Chom a ra ganimp e sakramant an Aoter, e nerzh ar Sakramantoù, e splannder e vuhez ennomp/. Chom a ra met dindan gouel ar feiz. Lezel a ra dimp dellid ar feiz, ha setu ster ar gomz lavaret da Vadalen : "N'am stok ket " Kred .. Iwurus ar re a gred hep bezañ gwelet na stoket. Ha pa sav ar beure war ar bed, ha ni keuz ennomp davet gweldigezh e gorf a gened, klaskomp anezhañ gant ar feiz, hag e kavimp. Ha pa gouezh an noz war an douar, tremenet hon devezh ganimp en doan dirak rogentez ar pec'hed, klaskomp anezhañ or feiz, o c'houzout en deus trec'het da vat war ar pec'hed & ar maro, trec'het a genn, ha trec'homp ni iveau war an diavaezoù. Klaskomp anezhañ e-lec'h m'emañ bremañ da viken, o tegaz dezhañ mir frondus hon oberou, mir hor buhez pinijennus.

Evit ma viot dimp Jezuz  
Atao levez peurbadus,  
Mirit diouzh maro ar pec'hed  
Ar re zo bet emoc'h ganet.

A-hed hor buhez kendalc'homp hor Pask, o lakaat quic'h mai hor buhez da dremen en e vuhez, hor c'halon da dremen en neñvoù. Gent ar feiz, bevomp dija en deiz peurbad e-lec'h m'emañ Jezuz. Tremenomp, tremenidi : un deiz iveau, goude tremen an one, e tremeno hor c'horf er c'hlod, hag e lavaro dimp ar G'hrist: "Denuit, c'hwi, ar re venniget gant va Zad" (Kan-digor

merc'her Paak) A-dal ar vadeziant, ea oamp bugale venniget an Tad ;  
a-dal hor badeziant , ar Mesaer mat hor galve da dremen war e lerc'h.  
Set neuze e c'hellimp lavaribut dezhañ : Setu bremañ ma chomfot  
ganimp, setu lidet komplidou ar Led kentañ .

## EIL SUL GOUDE BASK

Ar menoz dre vras hag en ep zispleg en eil sui goude Bask, eo hini frenez Fasien Mor Salver, evitan hag evidomp. Garvet en a-dreñv e santer ar sonj e vo ret donedigez ar Opered Santel da lakaet ar Basion-se da dalvezout en efed dre ar bed. Met en gwir (de jure) eo bet oïja gonezet pep tra gant aro ha Dasore'h an Aotroù. Deuet o ar C'christ da vezañ evit an dud Salver ha Pastor. Goude mervel en e aberz eo bet lakaet gant e Dad da santelaer ha da beau-rener ar Rouantelez.

Santelaer. "r C'christ en deus gouzenvet evidomp" = "r esaer mat a ro e vuhez evit e zêñved".

Gant e sakrifis, gant an donezon kahonek en deus graet eus e vuhez en deus gonezet ar vuhez evidomp. Deuet eo bremâñ da vezañ manmenn a santelidigoz. Gwechali e oamp azezet e skeud ar zaror, met "Gant e boaniouc'omp bet gwele'het"; e Banion he deus Falvezet evit hon daspron; bremâñ e c'hellouc'onnañ "mervel d'ar pec'hed da vevañ er rotzed". Kanomp eta madelez an Tad hag a ro disp silvidigez en e Vab "Gant trugarezioù Doue eo leun an douar, alleluia".

Penass e santela Jezuz hon enegù ? Ouz hon unvanin gantañ. Da gentañ, unvaniez dre an anaoudegez : " e a anavez va deñved, ha va deñve a anavez ac'hanoñ ". A-berz ar C'christ eo ar gwel eus kement ez oamp. Eus hor perz eo ar feiz. Anaoudegez ha n'e ket diwar c'horre : "Evel d'am Zad va anavout ha me anavout va Zad". Petra eta ? Daoust ha n'e ket an anaoudegez-se o deus an Tad hag ar ab kenetrezo, kumaniez hag unvaniez en o natur-Doue ? Ar feiz hag hel liamm gant ar C'hr st a rofe disp ivez kaout perz en natur-Doue ? Ya, ha gant donezon an natur-Doue e resevoup kement a zo pinvidigez buhez-Doue. Lakaat a ra Jezuz etrezomp hag an unvaniez a zo etrezañ hag e Dad. Ha goude hon unvanin evelse gantañ e laka ac'hanoñ da dre en e diabarz an Breinded, da kumha anavout an Tad hag ar Opered Klan. "Gant Verb Doue eo bet stabilast an nefyoyù" da lavarout eo gant ar feiz e komz Jezuz -rist oamp deuet da vezañ neved bev an Doue bev.

Prenet en deus Jezuz ac'hanoñ gant priz e vuhez hec'h-unan, hor bevaat a ra gant ar feiz hag ar c'hras. Ha goude bezañ hon distrect 'ar vuhez e talc'h d'hon magañ, da greskiñ ennoñ ar vuhez-se. Penac seist-holl dre sakramant an Aeter. "An diskibion a anavezañ Jezuz terridigez ar bara" Anaoudegez vuhezus .... Gant ar Oferenn ez vezomp gwelloc'h pez en deus graet Jezuz, ha diwar anavezout e choe viimp mouez ar esaer mat o lawrout di p dont war e heul.

### Fennrener

"Ar C'christ en deus gouzenvet evidoc'h ha roet deoc'h ar skouer evit na kerfot war e roudou". Setu eta o paran d'razomp skeudenn ubel ar esaer o kerzout e pena e dropell, an holl deñved war e roudou. Shandou ar bleiner ( fuhrer, duce, duc, roi, eus regere = bleinañ), Bleueur ar roue, mesuer ar pobloù. Eus pelec'h e tenn e zêñved, ha (c'hoas pelec'h ? Eus dalc'h ar marc, evit o c'has d'ar vuhez peuri (Léon ouz ar genbedenn-digor). Misez a sa bet i-az mesaer poblad Israel, iastuset en devoa an deñved dimket d'o ren betek douar ar promesa. Ne ar C'christ eo ar gair Bask, ar gwir treizer.

Rener ha pennrener. Dianket e oa an deñved, distag e oant ; distroet int da baster mat an eneoh, hag ec'h adkavout ur pennrener ec'h adkavont iveau unvaniez kenetrezo. Ur bobl nevez ez int, ur Rouantelez nevez. Rouantelez hollvedel : " Deñved all am eus ha n'int ket eus ar c'hraouiad-mañ, o degas a rankan iveau, ha ne vo ken nemet un tropell hag ur pastor".

Setu pep tra addegaset endro d'an unvaniez. Ar peoc'hed en devea disrannet pep tra, an den diouz Doue, an dud an eil diouz egile, e pep den youl ar c'horf diouz youl ar spered. Ar C'christ eo an adunvan hñ eo ar peoc'h. An den gant Doue, an dud kenetrezo, ar c'horf gant ar spered. Ar peoc'h a zo tra-unan, n'hall ket bezan a-lodenneg. N'hal ket bezan peoc'h gant Doue hep peoc'h e kement ali. Selouemp an otre "Ra vo peoc'h ganeoc'h" emezaf goude dasorc'hiñ.

piw a

Hogenpikkha roio dimp anavezout ar C'christ. Piw a grouo ar c'hras ennomp ? Piw hon unvano gant Jezuz, piw hol lakaie da vont war e lerc'h. Piw a roio d'an Iliz bezañ hollvedel hag unan ? Ha n'eo ket ar Spered ? Setu eta treaset-holl evitañ, ar roll-labour en deve da gás da wir.

## FIGNIDIGEZH HOR SALVER

### Disparti ha Pistro

Honnez eo ster eviel an 3<sup>e</sup> sul goude Bask : "Ur pennad amzer c'hoaz, ha n'am gwelfot ken, ha c'hoazh ur pennad-amzer hag an gwelfot adarre, rak mont a ran da gaout va Zad" A-dal neuze e krog al liderezh d'en em dreñ war du Gouel ar Bignidigezh, o klank diskleriañ dimp talvoudegezh ar mister-se.

O klevout seurt kelou a zisparti e tro an ebrestel d'an dristidigezh, ha ganto kement kristen en deus keuz da ezvezan̄s gwel hor Salver, kuzhet bremañ d'hon daoulagad. Douarel ma oa /o soñjoh, ne gomprent ket c'hoazh kevrinoh Doue, ha keulskeude e oa mat hag evit hor Salver, hag evito maz afe kuit d'e c'hlac. " Ho klac'har a vo treet e levenez, emezañ. Ho kweleut a rin adarre, hag e vo lacuenaet ho kalon, ha den ebet ne skrapo diganeoc'h ho levenez " Pezh a vo kollet war dachenn ar c'horf a vo gonezet war dachenn ar spered. Ha kuzhet Jeuz da zaoulagad ar c'hig, e vo komprenet gant gwel diabarzh ar feiz. An trubuilhoù diavacez a vo led ar c'christen, heiskinet war an douar, met al levenez diabarzh a vo dezhan̄ iveau ma kar, gant frealiz ar Spered Santel, hag al levenez-se, rakskeudem da levenez an neñv, n'hellio den he skrapañ diouzhimp.

Klask a ra eta hor Salver reññ da gomprent d'e ebrestel ez eo mat ez afe kuit. Ez eo e vad-ññ, hag o mad-int.

### E vad-ññ

"Ar justis eo o vezan̄ maz an d'an Zad ha n'am gwelfot mui "

(4<sup>e</sup> Sul goude Bask)

Dleet e oa d'ar Xst mont ermaez eus ar bed-mañ, dileet e oa se d'e gled. Rak o vezan̄ tree'het war ar pec'hed hag ar maro e tlee an trec'h-se ou en ziskouez en diavacez ar muiañ na vije gallot : "Dellezel eo an han a zo bet lazhet, da resev ar galloud, ar binvidigezh, ar furnez, an nerzh, ~~an (Médecins)z~~ an enor, ar c'hlod, ar bennoaz "

(Diskuliadur).

N'helle ket ar Xst chom er bed-mañ, rak ar bed-mañ eo hini ar p pec'hed hag ar maro. Daoust dezho bezan̄ bet tree'het e kendalc'hont c'hoazh gant o reuz war an douar betek ar c'houlz divizet. Ar bed-mañ a zo hini ar maro, dre na tie mervel, echuiñ. Fin a vo dezhan̄; netra divrall ennañ.

N'helle ket eta an hini n'en deus ken ar maro galloud ebet wornañ, chom er bed-se a zo c'hoazh dindan c'hallooud ar maro. Evel tree'hour an Ankoh, e oa dileet dezhan̄ mont kuit eus ar bed-mañ.

Dleet e oa dezhan̄ mont en neñv evit un abeg all c'hoazh : an neñv a dilemp kompreñ anezhan̄ lec'h ar c'hlod divrall ermaez eus dibadusted ar bed-mañ. Ar c'hlod-se a oa e hini eval Doue arack diskenn en hon tannez gant e gorfidigezh, e oa dileet dezhan̄ distreiñ ennañ gant e gorf. " Deut on eus va Zad ha diskennet er bed-adarre e tilezan ar bed evit distreiñ ouzh va Zad " (Aviel ar 5<sup>e</sup> Sul goude Bask)

Evel hini Doue e oa dileet dezhan̄ ar c'hlod divrall, eval n'en deus gouennet digant e Dad arack mont d'ar Basien " Poet en eus

kloed deoc'h war an douar. Ha bresañ, reit kloed din, c'hwi, Tad, en ho kichen gant ar c'hlod-se an eus bet en he kichen arack ma vee eus ar bed" (Aviel dero'hen ar Yaou-Bask)

Mar karouz ar C'christ, e tleorp eta kazout levenez gant e Bignidigezh. Ha youc'homp dezhau gant an Auled pa sav eus an douar evit mont d'e c'hlor. " Doue a zo pignet e kreiz ar youc'hadeg ha sonadeg an trimpilhob" (Alleluia ha Kan-kinnig Yaou-Bask) Neulomp an Hini a zo hiviziken heol-speredel an enoch. " Kanit evit/meulin an Aotrou a bign, eus tu ar Sav Heol betek an neuv uhelau" (Kan-Kommuniñ Yaou-Bask)

A'eo ket da lavarout e vije en em ziskouezet pignidigezh hor Salver gant kalz a splanner diavazez. Pa 'n em ziskouez d'un ebrestel Jezuz dasorc'het eo dindan an doarech-se hevel ouzh hen re en doa miret a-hed a vuhez douarel, n'eo ket gant lagern an treuzneuziagdor. Pe e vije er Gambrlid, pe war ribloù lenn Genesaret, netra eeunoc'h ha plaeñoc'h eget doarech diavazez ar C'christ. Pempad ebet, evel evit o lakant da gospren e chom bepred ken tost outo. M'eus nevet ar re n'int ket bras enno e-unan e deus ezhomm en em greskif. En e bignidigezh e chom Jezuz ken eun bepred. Ano euet eus ur sked digustum. Evel a ra aes ha didrouz ouzh e benniged, ken aez ha pa nk 'n em ziskouezet dozho er Gambrlid. Esmaeus neurbet eo an diavnezob dibompad-se, kals muioch eget ma vije bet tregern ha sked.

En diavazez e oa kloed ar mister, diglevus ha diwelus d'ar c'horf, met anat d'an enoch. Hag an Iliz a glev hag a wel anezhau. Selouz a ra youc'hadeg ha trimpilhadeg an Auled. Arvestiñ a ra ouzh heuliadeg diwelus ar re a sav gant hor Salver en e c'hlor. Patriarked, Profeted, a laval an Aviel e oa dasorc'het anezho da vare waro hor Salver. Abraham, David, Yozef, Yann ar Badezour,.. Pere ? E'ouzomp ket. Roarvat ul lodenn vat eus ar sent-se o doa gortozet gant feiz deiz ar Salver. Int eo ar re a gan bresañ an Iliz diwar o fenn : " An Aotrou a zo act da balez e c'hlor, pignet eo d'an neuv e kas gantel en e zalc'h ar re a oa gwechall dindan dalc'h. Alleluia" (Alleluia Yaou Bask)

### Hou mad-ni

"Salvoudus eo deoc'h ez afen kuit" a lavar ar pevare sul goude Bask.

Perek ? Da gentañ evit un abeg a eneonies. Keit ha ma chome Jezuz gant e ebrestel e konz ganto hag e 'n em ziskouez dezhio, e vanent betek re gant an diavnezob-se ma kavent frealz ha dudi enno. Ne glaskent ket mont ebarzh ster don ar misterioù. Ezhomm e deus da vezh dizonet. Neuza e c'hallo ar Spered Santel diskouez dezhio talvoudegezh ar c'hevriñoc'h. Evelae e c'hourez bepred e buhez an enoch/ Goude bezh tañvaet e penn kentañ ar vuhez a galon, frealzidigezhioù, esmoadennioù dudius, eo ret d'an enoch bezh dizonet dicoute gant Doue, da vent d'ur feiz denoc'h ha gwirionec'h. Abendall e chomfent toulliet gant ar santezen, e kredin eo eo se ar wir bedenn, en spred hag en gwirionez.

An abeg-se koulakonde ne gaver ket anezhañ displeget gant hor Salver. Un eil abeg a zo, pouezusoc'h, betek gout ne vije ket an hini kentañ en e zalc'h : " ar n'an ket kuit, eme Jezuz, ne zeuio ket deoc'h ar Spered Santel. Mar dan kuit e kasin deoc'h anezhañ "(Aviel ar pevare sul goude Bask)

Gwalet hon eus e oa ret da ene an ebrestel, dioeris diouzh gweled. Jezuz evit ma c'hellfe sklerijennioù disbarzh ar Spered Santel knout enno digor bras.

Met muioch eget se a zo e konzob hor Salver. Lavarout a ra ez eo e zisparti an diviz ret da ziskenn ar Spered Glast. Perek ?

4

Dacoust d'an abegoh a c'heller degas, sonjomp e van mister pezh a zo mister. Hag anañ eo ken gwir ha bepred.

Da gentañ, klaskemp evit petra ha penaos e teu ar Spered Santel. Dont a ra evit reif kloed d'ar C'hrist en e gorf kevrimus : " Pa zeuio e tisklerio d'ar bed diwar benn ar pec'hed, ar justis hag ar vam" ar rec'hed o vezañ n'o deus ket krebet, ar justis rak kloodusact eo ar C'hrist, ar varn rak pep galleud-barn a zo bremñ dezhaf. Dont a ra ar Spered evit reif da gompreñ da eneoù ar c'horf kevrimus kloed divrall ha trech ar Salver. Penaos e c'hellje hen ober arack d'ar C'hrist resev gloar ar Bignidigezh dleet dezhaf. Dont a ra iveau ar Spered en un doare gwelus hag anat, da reif kloed da Jezuz e santelidigezh diavarez e gorf kevrimus, en doare ma teufe bremñ santelezh an Iliz da vezañ ur brouenn a feizouriez (spécifique). Met penaos kompreñ e teufe ar Spered da reif gloar d'ar C'hrist en e gorf kevrimus arack dezhaf resev ar c'hlod a dleñ bezañ roet d'e gorf natur ?

Un dra all a zo c'hoazh. Lavarout a ra ar C'hrist meur a wech ez eo ar Spered Santel kannadour an Tad hag e gannadour. N'helle ket ar lab Jezus e gannad keit ha ma veze c'hoazh ganimp.

Erfin, hor bezet soñj en deus plijet an Astroù Doue lakaat hon Dasprenidigezh da vezañ un emglev etrezañ Tad ha ni, en e Vab. Ha sippadur an Emglev-nevez ha peurbadus a zo e korf ar C'hrist. Ar sinadur eas tu an den eo Pasion ha maro hor Salver. Ar sinadur a-bezañ an Tad eo an dasorc'h hag ar c'hlod roet d'ar gorf-se. Efed hon despr'es ar c'horf-se o dont da vezañ en gwelus mammenn a santelidigezh, a unvaniezh spredel, dre labour ar Spered Santel. Keit ha ne oa ket act Jezuz d'e c'hlod nefvel, lec'h m'enah "pal hon eneoù", ne oa nemet dansinet an Emglev.

Met pa vo azezet Jezuz e tu dehoù an Tad, da lavarout eo pa vo perc'hemmet gantañ en divrall galloud ha meurded, neuze e vo kaset dimp puilhder ar Spered Santel da reif kloed da Jezuz en e gorf kevrimus :

Penaos ? Da gentañ e lakaat misteriou Jezuz da vezañ komprenet ganimp : " Pa vo deuet ar Spered-se, Spered a wirionez, e tesko deoc' pep gwirionez ... va veulin a ral, rak ar pezh a zo din a resevo evit hen diskleriañ deoc'h " (Aviel ar pevare sul goude Pask). "Ar Spered a wirionez, hennez a ral testeni dñ" (Aviel ar Sul goude ar Yaou-Bask).

Hag anavezout evelise Jezuz a vo dimp ur frealz. En em santouñ a raimp kalz testoc'h dezhaf a-zigbarzh, e kenseurtiez e vuhez, eget ne oa test d'an ebrestel pa veve ganto. Ne rimp ket enzivaded. Ar Spered Santel o dont war lerc'h Jezuz, a stag ar c'hoazh an eneoù, hag hol lakaio da veval e kumuniez tri fersonadur an Dreinded. Neuze n'en em santouñ ket enzivaded, rak ahet e vo dimp ez oñk kenlodeion en e buhez.

Neuze hor *fizo* nerzh da veulin Doue, er feiz, er spi, er garante ha ne vo ket komzoù kleuz war hor muzeilloù, ar c'hanennou a ra ganto an Iliz en deizioù-mañ da lidañ trech ar Pask : " Kanit da Zoue ur ganenn nevez, rak graet en deus traou soneschus, alleluia ; diskouezo en deus e reizhder *orak* an holl bobloù" (Kan-digor ar pevare sul)

Piv a ral dimp ar feiz oberiant-se a c'houenn diganimp St Jakez (abestolou ar pevare hag ar pempvet sul) ? Penaos e c'hellouñ bezañ testou Jezuz, dispoñ betek harzoù pellan an douar ? Gant nerz an hin e vo admevesact gantañ dreñv an douar. Neuze e vo kemennet betek ar penn all d'ar bed kelou eas burzhudoù Doue : dieubet en deus e bobl (Kan-digor ar 5<sup>e</sup> Sul). Deuit, o Spered Glaz.

Goude bezañ meulet ar feiz gant ar Pask, setu eto ma tro an Iliz da spian nerzh ar Spered Santel, o c'houzout eo en a lakaio hor feiz da vezañ oberiant. Etre ar feiz ha fruezh ar garantez, en em laka sklerijenn ha tan ar Spered Santel, da lavarout eo, ar spi hol laka

da c'houlenn gant fiziaeñ .

" E gwionez, m'hel lavar deoc'h, mar gouennit un dra bennak digant va Zad em ane, e roio deoc'h . Betek bremañ n'hoc'h eus gouennet netra em ane : gouennit hag ho po, evit ma vo leun he levenez" (Aviel ar 5° Sul goude Pask)

Leunder al levenez, eo frealz ar Spered Santel. Gouellenomp anezhañ digant an Tad en ane e Vab ; gantañ hor bo pep madalezh. Mñ eo promesa an Tad hag ar Nab, o nerzh, o zan karantezas, o fok en hon ane.

Be vo ket nac'het ouzimp, mar gouellenomp, rak an Tad hor c'har (Aviel ar 5° Sul), ha mar karomp-ni hor bugale, pegen gwelloc'h e roio dimp an Tad eus an neñv kement mñ a c'houellenomp digantañ ( Aviel ar Rogasiancù ) .

Evel ma kar an Tad kloñ e Vab, Mar Klaskoup meulidigezh Jezuz hag astenn e Rouantelezh, penaos ne salaoue ket hor pedenn ?

War dachenn ar bed dreistnegtur, na chomomp ket en arvar da c'houlenn kement tra : " Kement a c'houennfot digant va Zad em ane, her grin " (St Yann XIV - Aviel Couel St Filip ha Jakez) .

PANTEKOST AR SPERED SANTEL

Diskenn ar Spered Santel war an Ebrestel hanter kant devez goude Pask, a zo unan eum pennañ darvoudou ar Gristeniez, un darvoud ken bras ha ken pouezus ha donedigez Mab Doue er bed. Hoarvat n'eo ket bet kaset ar Spered Glen da gemer ur c'horf-den evel ar Verb, na d'en em stagah ouz ur stumm danvezek bennak ; koulakoude, evel m'eo bet kaset ar Mab gant e Dad, eo bet iveau kaset dimp ar Spered Glen gant ar Mab hag an Tad. Hag e zonedigez hag a zo un darvoud merket piz e kerz istor et Bed, hanter kant devez goude Dasorc'h ar C'hrist.

Stag mat eo eta an eil donedigez hag eben ; diskenn ar Verb a dleec degas war e lerc'h diskenn ar Spered. En un doare resisoc'h eo stag ar Pantekost ouz diskenn ar Verb betek an izelgh, ouz ar Basi on met iveau ouz e zistro d'ar c'hoar, ouz an Dasorc'h hag e bignidigez en Neñvoh. Onz Dasorc'h ar C'hrist, rak ar Pantekost a zo eizved doubl ar Pask ( $7 \times 7 + 1$ ) seiz gwech an niver kevrinus seiz a zo dimp sin an anzeriou evurus maz eo leuniet Korf Kevrinus Jezuz gant kloed ar Spered, goude d'e gorf-natur bezan bet adsavet gant nerz.

Met hervez laver hon Salver : " Mar non an ket kuit, ne zuvio ket deoc'h ar Spered Santel ", ar Bignidigez hag a c'hoarvez daou-ugent devez goude Pask, niver sakret en iveau meur a wech en istor hon Salver hag en istor an Diouganerien, evel sin ar gortoz en pasianted betek ar c'houlz divizet gant an Tad (1). Niver ar Pantekost a zo avat hini ar peurc'hraet, hini ar C'hlokter ; setu sin en englev nevez ha peurbadus kaset da benn, sin da gement peuroberidigez a vo sevenet bremah : ar c'horf kevstinus kaset da bepn (anzeriou diwezaf ar bed ez eo evel ma laver et Pêr gant komzoh ar profet Joel), pep ene er c'horf kevstinus bountet gant ar Spered d'e glokter, ha daoust ne resproto nemet hiniennoù d'al lusk-se, e save sent ervat betek un uhelder sebezus.

Stag mat an eil donedigez hag ebén, rak deuet eo ar Spered Santel da lidan hiviziken er c'horf kevstinus ar misterioù en deus bevet hor Salver ~~xxxxxx~~ en e gorf-natur. Kenderc'hel a ra engorfidigez ar C'hrist dre ma kemer en e zalc'h tud nevez a bep doare, a bep speredegez, a bep yez ; kenderc'hel a ra enno e Basi on stag ivez mister e c'hoar, rak an abeg d'ar C'hrist dasorc'het e resevent dre nerz ar Spered, ar c'hras a zo en o diabarz kloed divent natur Doue ouz e c'henstummoù ganti. " Ar Spered a zeu eus an Tad a roio kloed din " a lavare Hon Salver (Komunion ar meurz en tâzved ; antifon Magnificat ar Yaou), n'eo ket hepken dre ma roio d'ar gristenien nerz d'en em skouerian war hon Salver, met iveau dre ma roio dimp da anaout splamander santelaüs ar C'hrist a zo dimp mammenn diheskus a vuhez hag a levinez diabarz. Ar c'hras-se ennomp eo trec'h ar C'hrist ennomp war ar pec'hed ha ganti eo an neñvou a bare'hennomp dija gantañ.

(1) An daou-ugent devez etre an Dasorc'h hag ar Bignidigez a zo evit ar c'horf kevstinus, evit an Iliz, sin he buhez war an douar betek fin ar bed, evit pep eue sin e vuhez douarel etre ar vadeziant (Dasorc'h) hag e varo (pigñidigez), amzer a c'hortozeged, er buridigez, amzer hag a reasant dezi striv ar c'hoaraz, stourm ar vuhez kristen renet dindan emziouer, gras vev ar Salver ouz he laouenast koulakoude.

Evel donedigez ar Verb er bed, eo ives hini ar Spered, hel lavaret hon eus, un darvoud resis. Hag evel kement tra e buhez hor Salver ez eo ar Pantekost un darvoud a gav efed war an arack ha war an goude; met koulskoude dishenvel eo an eil arack ha goude an darvoud. Arack ar Pantekost, en deus lusket ar Spered kalon tud santel an Testament kentan, roet feiz-oberiant da Abrac'hant ha digoret genou an Diouganerien. Met daoust d'e oberoh bezan gwelet gwelet e vezans. Brenan avat e ouio ar gristenien emañ ar Spered Santel ouz o c'hennerzañ ; ne vo ken kuz dezo nag e frealz nag e zremm; anavezet e vo piou eo. En em ziskouez a raio dindan arouezioù avat. E vezans a vo gwelet gant ar gristenien hag a ziavaez hag a ziabaraz. Ha brenan goude ar Pantekost, ne vo ket hepken un danskleur o luc'hant a vare da vare met gras ar Spered skuilhet gant puilhder ha largentez ar vrassan.

Hogen dishenvel eo ives en eil donedigez hag eben ; rak douet e oa hor Salver da gener hon natur hag he lakaat en e zalc'h. Ne zeu ket ar Spered ~~magouez~~ avat d'en em stagañ ouz tra, na d'en em gorfañ en un doare bennak, dont a ra da oberian, da luskant, da reifñ buhez. Dont a ra da genderc'hel, a-ouez d'an holl, ar pez a zo e labour a holl viskoaz : entanñ buhez e kalon ar bed, engorfañ Verb Doue.

:::::  
:::::

**Entanñ buhez e kalon ar bed.** Pa lennomp e penn kentan levrioù Moizez edo ar Spered o plavañ war an dourioù eo da reifñ disp da gospren e oa neuze o vriata en danvez maro da sanktañ c'hwez ar vuhez enngh. Reifñ a reas lusk d'ar stered, lusk d'ar sklerijenn, hag e lakaas ar vuhez da darzhan war an douar e mil stumm sebezus : "Spered an Aotroù en deus leuniet hollved an douarch. Alleluia, ha skiant ar vouez en deus, dre ma ro fiñv da gement tra. Alleluia" Kanomp eta gant trede psalm ar vijelez lusk ar vuhez er grouadiez. Kouviomp ar "feunteunioù ha kement a vev en dourioù da veulif an Aotroù", ha gant ofis an daouzek deizioù en diwez an eizved trugarekaomp en hini a ro frouez d'hol labourioù ha greun d'hen trevadec. (1)

Met kement a zo buhez er bed-natur ha labour ar Spered ennañ, a zo arcuez, hen gouzout a reomp, da vuhez ar bed dreistnatur. Ar bara douarel a zo danvez ha sin ar bara diskennet eus an neñv. ~~Ar~~ feunteunioù a garomp e freskter enthor maezioù a gas soñj eus XX feunteun ar vadeziant ez osp bet gwele'het enni, eus ar feunteun-se a strink brenan en hon eno, ar c'hras krouet ennomp gant ar Spered glen, e strinkant en oberoh santel, e levenez, e sklerijenn, e kan diabarz ha diavazez. : " Deiz diwezhan ar gouel e lavare Jezuz : an hini a gred ennon, e strinko dour eus e galon. Se a lavaras diwar benn ar Spered a dleo resev ar re a gredie ennañ" (Kan-Koumion denc'hent ar Pantekost). Dont a ra ar Spered santel da louc'hant

(1) Bre mañ eo ar Spered Santel lusker ar vuhez douarel, e kompreñer ez eo pep pec'hed a-enep ar vuhez, pep pec'hed a hudurniez a-enep karantez-reiz, pec'hed a ya ispisiañ a-enep ar Spered Santel.

emomp siell an natur-Doue, d'hon stumef a-nevez. Si eo pok Doue ouz hon hefvolat outan hag a ro dimp war un dro knout emomp an tud hag ar lab. Rak si eo pok an Ted hag ar lab. Hag en temple-se buhezek a zo hon ene adneuziet gant ar Spored Glan e teu da chomp a-gveret genten, an Ted hag ar lab hag o deus e gaset " har am c'har unen bennak, e viro va c'honzoù; ha vu zad e garo, hag e teuimp emmen hag e raimp hon annez en e di." (Aviel ar Penteckost).

Penads e labour ar Spored Santel da grouin emomp ar Vuhez dreisthetur? Evel gwechall en Testmant Roiz gant galvidigez kuz, gent bout divelus e skoazell. Iet ivex he dreistholl dre ar sekrament oh. N'eus ket eta da souezin me komzor kement en etived-men eus ar ~~KK~~ sekrament-où hag eus o ~~Afedou~~ en one. Neo ket e vefent reneget wir euen ha skler bouret, met evel mg're en Iliz en he liderez, e vezont notet dindan siendennou dixer sonj o ofedou, gent barzoniez. Da skouer pa gonz dimp an ofis eus nerz purec ar Spored Santel. Anavezoump ar Vadeziant hag ar binijenn a ziskao dimp pep pec'hed, ha nerz sakramant an aoter da ges kuit diouzimp er rankou-dibien : ar Spored Santel eue pedenn-gommañs ar meurz, eo distaoz an holl bee-hedou. Reservez hon eus ar vadeziant, jentiled maz omp, evel tiogen Kornelli budezet gent Per (Aboatol el Jan) kofeset hon eus hor peo'hedou. Met daoust dimp bezaf bet parat dija eus ar peo'hedou marvel, e tlicomp kenderc'hel da o'houleum digant ar Spored sicazan diouzimp hag hon diwell diouz kement a zo enep (Zenbedem-digor ar meurz). Bellivez ouz pedenn-simig ar sul). Soñ sakramant ar binijenn a gav din, a zo smat en aviel ar Gwener, na lavar hon Selvor amañ d'ar scizad : " Distsolet eo dit da bech'edou " Kong a zo da doftsat ouz en hini hon eus Lennet e-pad eizved Peask. " Reservez ar Spored Santel. Distsolet e yo ar peo'hedou da gement hini e tistaolof dezen" Soñ er binijenn ivex a c'hellemp stagau ouz avel ar Sadorn gant pere meneg-eur sent Per ; an derzienn hon eus ni lvez, ez omm bezh. dienbet diouti, an derzienn-se, ene sant Ambrosius, eo hor e'hoantegoz, hor e'hoantenor, hon bunegoz. Ha n'eus ket gwelloc'h gweloc'h hadenn yen d'an derzienn-se eget ar binijenn.

Gwele hadenn ? Pa gomzer eus puridigez e teu dioustu er spered, soñ eus an douriou, dour ar binijenn, dour ar vadexiant, evel a veneg dimp c'hoaz han-kinnig al lun gant en destem hon eus kavet dija e meurz eizved Peask. " An Autrou en deus tresernet, an Uhel-droist en deus kaset e vousz, hag en em ziskouezet o deus feunteunioù an dourghù ". Ha kouskoud e ar Pantekost a zegna di-p'vez skeudenn an tan. Ar Spored Glan eo an ten puraer diskennet warnomp. An traoñ-se n'en em enobout ket ; an douriou-ee a zo tan pa welomp en Skritur beinedigez en Autrou diairoezot dimp evel dourioù de evel tan dour ha tan en arz, dour o venzin an liptiz, tan ha dour war Sodomiz. Tan yen ar varnedigez a loek evel sklas an ene fall ; met tan a zu de vezai buhez ha toender laouen d, an ene mat. Tan ha dour a rankomp gouzaliv er bed-mañ pe er bed-mañ. Har ne-reli ket dimp e stuma ebet eus tan ha dour ar Spored Doue ra viro, e viip kaset d'an ifern yen. Jar ne foll ket dimp awalc'h gweziv war an douar-mañ purator ten ha dour ar Spored Santel, purgator a yenijenn hag a dommier vuhezus war un dro, e ranicimp tremon dre ur binijenn hefvel or bed all.

Tan ar Spored eo lvez ur purgator a skirijenn a gas huit diouzimp teñvalijenn hon soñ ou douarel, a ro dimp anout donc'h donañ misterioù kuzeten har silvidigez. An hini a gent ouz ar Spored Ull

d'ober kement zo reiz, hennez a gar sklerijenn : "An hini a ra hervez ar wirionez a zeu d'ar sklerijenn "(Aviel al Lun) Beuze " Ar Frealzer, ar Spered Santel, a gase an Tad en an. En a gelenno hag a ziskulio deoc'h kement am eus lavaret "(Antif. Magn. ar Gwener-Sell. ouz kenbedenn ar Merc'her). Ar vuhez en sklerijenn ar feiz, a grog gant ar vadeziant, hag a dle bepred hon degas dindan lusk ar Spered da splannderiou uheloc'h uhelaf .

Kalz gwelloc'h eta en em lezel da vont dindan lusk ar Spered Santel, ha degemer gant karantez kement apercu a gas dimp e vadelez. Bezomp sentus ouz ar Spered : " Skrivet eo er Brofeted : Ha sentus e vezint da Zoue "(Aviel ar merc'her). En em lezomp da vezan bleniet gantañ evel ma vlegn an Iliz, evel ma vlenias an Hebre'e'd dindan renerez Noizez da vont betek douar ar Promesa (Kan-digor ar Merc'her)

Ha goulennomp ennomp an bererez-se gant sakramant ar Confirmation a zo ennomp un titr da vezan lusket gant ar Spered Glan pep gwech ma c'houlennomp anezan. Evel just e tice, en eizved-mañ, bezan graet an eus sakramant ar Confirmation. Abostol ar neurz, daoust dezaf bezan berr, a verk dimp resis-kenan, ha ministr ar Sakramant, hag al lid, hag an ofed. N'eo ket awalc'h an abostoler, ret eo d'an ebrestel dont, da lakaat o daouarn war ar vadezidi, ma resevint ar Spered Santel. Ar ger-se Konfirmacion(latin confirmatio) evel an hini a vez implijet gwechall Kouzoumenn, (Consummatio) a zegas soñj eus daou dra an nerz hag ar gasidigez da benn, ha setu ar pez a dleomp goulenn digant ar Spered. Kas an traou da benn gent nerz. Genezet en deus ar Spered an hollved gant e lusk buhezek ; ret eo ives ma c'honezo kement 'zo ac'hanoù gant ar vuhez dreistnatur. Detra ne dle chom ermaez eus e sklerijenn /:"Kasit da benn ar pez hec'h eus graet ennomp, c'hwi hag a chom en he templ santel, Jeruzalem, ma profo deoc'h ar rouanez donezenou, alleluia ( Kan-kinnig ar Pantekost, eil antifon ar vijelez). Gwanomp, santout a reomp ennomp distervez hon natur kerfel : En a greñvaio hon gwanderiou (Sell. buz an heuliad). En eo an hini en deus stablaet en o lusk steret an neñvoù; evelse ives e kreiz noz du ar pec'hed e rôio d'hon enech lugernin gant beson (Alleluia ar Sadorn-Alleluia ar merc'her) Hon eneoù eo an neñv ma plij da Zoue annezan anezo ; en hon eneoù e chom Doue muic'h eget e lec'h all ebet. Dre an diabarz ez osp stag ouz e glod divrall hag ouz sent ar Baradoz, kalz muic'h eget na gredomp. Mar c'horre, n'e ket hevelep tra, da santout dimp yez eo disheñvel, en diabarz avat eù an hevelep buhez. Ha setu ni douget betek soñj ar c'hlod peurbad ha klok. N'heller ket, evit gwir, komz eus ar c'hras hep bezant degaset bunn d'ar menoz-se evel ma ra pedenn an Iliz : " Hor c'has da benn, b Tad, dre ar Spered Santel,) da vezan dit profadem beurbadur (Pedenn-kinnig al Lun). Anavenomp pegen hetus eo hor c'hlod, ha rentomp gras evit se da Zoue en deus her galvet d'e rouantelez en neñv. Evit se na serromp ket hor c'halon ouz e vousz. " Selacuit va lezenn, tud va febl, treit he tioueskouarn da gouspren kemz va genou " (Kan-digor ar neurz) Hiziv eta, mar klevit mouez an Aotroù, na stankit ket ho tioueskouarn. Na c'hlac'h ar romp ket ar Spered Glan, hor bezet soñj ez eo kement pec'hed a-enep lusk, ar c'hras ennomp, a-enep asten ar vuhez dreistnatur ennomp, pec'hed a-enep ar Spered Santel en un doare i spisial. Ar Spered Santel en deus kemeret da arcuez dezan en deiz ar Pantekost an avel, hag a zo lusk, an avel hag a gan er gwez, a laka ar vousz da dregerniñ ; komzet en deus liesdoare dre an ebrestel C'hoant en deus an hini hag en deus skiant ar vousz, da ganañ ennomp kan ar vuhez. Evel ma lavare Sant Roosten : "Na harzit ket ouz ar

sonerez ". Lezomp e levezon d'en em astenn ennomp, da c'honit pep ennomp ma vimp stagetec'h stagetañ ouz Jezuz Nab Doue, ma c'hellimp kanañ ennañ d'an Tad ur c'han a garantez : " Ra vo leun, va genou gant da veuleudi, Alleluia, ma c'hellin kanañ, Alleluia. Iaouen e vo va muzelloù paganin dit-te, Alleluia " ( Kan-digor ar Gwener) .

Sentomp ouz ar Spered Glan, p'emañ ouz hon gervel. Met ives sonjomp gervel anezan. Sakramant ar Confirmasion a zo ennomp un titr da resev grasoù ar Spered Santel kement gwech ma c'houlemimp anezo. Goulenomp gant spi. Ewel m'emañ ar Confirmasion etre ar Vadeziant ha Sakra ant an Aoter, emañ ar spi etre ar feiz hag ar garantez, ha skoazell nerzus ar Spered Santel a zo etre hon antre e korf ar Christ hag hor c'hlakter en e garantez hag en e beoc'h. Sed ar pez a laver dimp kenbedenn al lun en un doare soutil : " Doue, hag en deus roet d'az ebrestel ar Spered Santel, ro d'az pobl knout efed hor pedenn doujus, ma roi ives ar peoc'h d'ar re o deus resevet feiz diganit "

Ar peoc'h eo trec'h ar garantez en hon ene, pep tra o vezan reiset mat ennomp. Ar peoc'h-se bet prometet dimp gant hon Salver : " Va feoc'h a lezan deoc'h, va feoc'h a roan deoc'h, n'eo ket evel ma ro ar bed, e roan deoc'h " ( Aviel ar Pantekost, Antif. Magn. d'ar neurz Komunion ar Merc'her), petra eo nemet trec'h ar Spered Santel ennomp? Ha pegoulz e trec'h ar garantez ennomp ? Pa vezomp da vat en hor buhez sakramant an Aoter. E dibenn aviel ar Pantekost e lennomp komzo Jezuz ma tiaskleir pxxxxx ar perak eus e aberz : ma ouio ar bed e karan va Zad din-me " Ni ives, diwar e skouer, e tleomp ober kement all ha bevañ sakramant an aoter en doare ma ralisp ac'hanoù ur c'hinnig a zoujañs d'an Tad. Ma c'hellimp kanañ gant gwirionez : " Va freder a zo ez kourc'hennoch am eus karet dreist " ( Kan-kinnig ar "erc'her ) . Ewel m'eo nerz ar Spered Santel a gemm ar bara e korf / Jezuz, ra vezimp krask ni ives troet gantañ en Jezuz-Krist. Sellit m'eo gant ar soñj-se ouz pedenn-kinnig al Lun, met dreist-holl ouz hini ar gwener : " Ar sakrifisou-mañ lakaet dindan da zaoulagad, ra vezint gant en tan douseel-se en deus entanet dre ar Spered Santel diskibie, da Vab Jezuz-Krist " An tan-se eo ar garantez a zo bet strewet anomp gant ar Spered Santel ( Abostol diwezañ ar Sadorn, Kan-digor ar Sadorn) . Mar klaskomp mont donec'h donañ en soñj Sakramant an Aoter, e teuio da vezan dimp gwir bara ar vuhez ( Kan-digor al Lun, Aviel ar "erc'her, Antif. d'ar Magn. ar Merc'her) .

Neuze e kompreñimp gwirionez lavar hor Salver : " Mont a ran kuit hag e tistroan deoc'h " Neuze e welimp emañ Jezuz tost dimp pa laka ennomp e sonjou, e santaduriou, luskadoù e galon, pa 'n em santout stag outañ, pa vezomp kemeret en e zalc'h muioc'h mui dre labour ar Spered Santel, da vezan gantañ ur c'hinnig evel hini Jezuz da grial : " Abba, Tad " / Neuze ar frealz hor bo gant al levezon leun-barr .

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Kement-se a zo engorfidigez ar Verb ennomp, savidigez an Iliz, kenstrollidigez ar C'horf Kevrinus. Ewel m'en deus ar Spered Glan krouet korf-natur Jezuz e kof ar Werc'hez Vari, emañ bepred ar Spered Santel e krouiñ korf spredel ar Christ, e c'honit dezafñ eneoù hag eneoù. E-pad an Testament koz, nebeut kaer a dud a on savet d'ur vuhez spredel uhel. Bremañ avat e fell d'ar Spered bountañ d'an

uhelañ estreget hiniennoh. Evit se e vo kaset an bestel gant e nerz betek harzoù pellaiñ ar bed. Leun e vezint a c'hall'ud, obererien burzudoù kement hag ar Salver e-unan (eil abostol ar merc'hher, abestor ar yau), ha kement-se a vo kloñ ar C'hrist disklejet d'ar bed, rak pareet e vo an dud, salvet e vezint en an Jezuz. Iag e vo savet kor bras ar Sent a vo lez peurbadus ar Roue trec'hus.

Ar Spered eo lusker an Iliz, an hini a gas anezi betek penn pollañ an douar, an hini hag he blegn betek fin ar bed. Gant abeg eta e kaner er vijelez ar psalm 67 a daolenn dimp kerzed trec'hus Israel war-du douar ar promesa, psalm meneget c'hoaz e kan-diger ar Merc'hher.

Setu c'hoaz sin hollvedelez an Iliz e diskennidigez ar Spered war an ebrestel pa 'n em lakaont da gomz yezoù an holi. Hollvedel e vo an Iliz n'eo ket hepken dre ma vo ledanaet war an douar a bez met dre ma kemero en he dalc'h tud a bep yez gañt o speredegezioù, o arzoù, o stummoù disheñvel. Ahendall ne vo ket gwir pez a diskleriomp c'hoaz : "Lavarout a raent en yezoù disheñvel burzudoù Doue" (Gwerzad da Non) Tud 'zo hag a strisa en un doare esten ledanidigez rouantelez Doue, zoken beleien hag eskibien, a hañval bezañ a-enep ar gatoligiez, a-enep enkorfidigez hon Salver, pa serrent dor an Iliz ouz ar yezoù disheñvel, ouz ar stummoù hag ar speredegezioù nevez, war zigarez ez int dister, ez int gouez, e tiez salviñ an unanded.

Resontet en deus dijâ ar Spered Santel dezo e deiz ar Pantekost ha gant istor an Iliz er c'hantvedoù kentañ. Pergoulz he deus kresket an Iliz, pegoulz eo bet ar vuhsz ouz he leunian ? Pa veze hollvedel da zegemer onni an dud gant kenent a oa anezo, komz dezo en o yez ouz o lakaat da bediñ en o yes, o santelaat kement a oa eus o buhez.

Daou dra a ra ar gatoligiez, ledanidigez er binvidigez hag unvaniez. Matxuixistixkugixgikxxxx. Unañ anezo anez eben a zo tra maro. Met an eil hag egile a zo katoligiez. Liested hep unvaniez eo Babel. Unaniez hep liested a zo serridigez er maro, pec'hed a-enep Spered ar Pantekost hag a-enep enkorfidigez ar C'hrist. An arzoù al lennegezioù, ar speredegezioù, kement buhez, ar vicher, ar c'hoari, kement kaerder gwirion a die bezañ gonezet d'ar C'hrist ha lakaet en e zalc'h (1).

Né/vo ket kollet an unvaniez. Rak ar Spered Santel eo ives an hini a ra an unvaniez-se ; kenstrollañ a ra an holl (Kenbedenn ar Gwener) en unvaniez ar feiz, ar spi hag ar garantez, dindan renerez ar Mesuer mat (Aviel ar meurz) a zo ar C'hrist Jezuz en neñv hag ar Pab e vikel war an dovar. Evel maz eo ar Spered an hini o laka da gomz yezoù

(1) Bez 'ez eus un doare onansuriez speredel, a zo unan eus gwasañ pec'hedou a-enep ar Spered Santel, a zo evit tud a reliigion, chom hep mont hervez ozmoù o amzer, hep implijout a arc'hant, o obererez evit kement a c'houlenne an darvoudoù nevez. Rakprizout a reont o surentez hag o didrabas. Met talvezout a ra se ar Spered dezo, ouz o dilezel en ives, o chom hep kas dezo danvezioù-leaned pe leanvez nevez. Kosact int, mont a ra kuit ar vuhez diouto. Ne c'helli ar vuhez padout, mat, pe naturel pe dreist naturel, nemet en ur striv dibaucuz.

dishenivel, ha da avielañ kement krouadurez, ez eo Rñ ives a ro d'ar gristenien anacut gwelloc'h pessurt nerz e c'henstag kenêtrezo. Istor an Iliz a ro testeni ez eo bet an amzeriou n'o deus ken kaset war rack ar misionou, a zo en em serrët en ur c'henstumm divuhez (dibenn ar Genn-Amzer- XVIII vet kantved) o deus lakaet war vrall unveli ar Pab, oc'h ankouaat kelennadurez wirion ar C'horf Kevrinus. Ha petra welomp en enep en amzer-mañ : gant soñj pintidigez ar C'horf Kevrinus ez omp donoc'h e menoz e vuhez unan : n'eus nemet ur C'hrist, nemet ur feiz, nemet ur bara .

Muioc'h eget biskoaz marteze en istor an Iliz, e c'harmosp war-du ur gatoligiez wirion, ha gant spt e c'halvomp ar Spered a zo e labour nevesaat dreum an douar. Pedomsp ar Spered a vleunierez da reiñ dim frealz en astenn hor buhez .

Ra frankaio muioc'h bepred ennomp, hervez lavar hor Salver : "Deut on evit m'o devo ar vuhez, ha bepred leunoc'h leunan " (Ayvel ar Meurz) .

## SAKRAMANT AN AOTER

sdenn I-

### Perak Yaou ar Sakramant goude ar Pantekost ?

E-pad pell n'eus bet nemet ofis ar Yaou-Gambrlid evit degas soñj d'ar Gristenien eus diazezidigez sakramant an aoter. Ar Yaou Gambrlid, gant envor ar pred diwezhan, a diez bezaf merket evit lid ur seurt deiz ha bloaz. Ha leun eo c'hoaz oferenn an deiz-se gent-jestr hon Salver o lezel dimp sakramant e garantez. " Lec'h m'eman ar Garantez, eman Doue " a ganemp neuze.

Met pa 'n em droas tud ar Grenn-Amzez, douget holl da Basion h'nan Salver, da sellout e-pad ar Sizun Santel ouz e boanion hepken, ne voe ken miret awalc'h er Yaou-Gambrlid soñj eus "Cinivelez Sakramant an Aoter". Dreist-holl pa savas fals-kredemou a-enep gwirionez ar mister, e c'hoantaas an eneoù kaout ur gouel nevez lec'h e vefe kehelet ar bras an sakramant, hag azeulet hon Salver en e vezans a silvidigez. Krouet e voe neuze gouel ar Sakramant evit ar wech kentan gant Urbanus IX e 1264, gouel astennet d'an Iliz a-bez gant Klemens V.

Dibabet e voe ar yaou kentan goude ar Pantekost. Ha ne oa ket hep abeg mat. An amzer goude ar Pantekost a zo skeudem da vuhez an Iliz betek fin an amzeriou, gant ar Spesed Santel oc'h unaniñ d'ar C'hrist kristenien nevez, evel izili nevez d'eo gorf kevrinus, betek ma vo tizet gant an leunder e greak. An Iliz a o'halv an dud bet distrollat gant ar peched hag onebet an eil d'egile, d'en em adstrollan er C'hrist dindan liama ar garantez. Hag ar sakramant a zo skeudenn efedus an unvaniez nevez-se, eus an dud gant Doue, hag eus an dud kenetrezo, eo sakramant an Aoter. An amzer goude ar Pantekost a grog eta dindan sin ar Garantez ; lennit ofis koz ar sul kentan goude ar Pantekost, hini an eil sul, n'eus nemet soñj eus an unvaniez kristen dre ar garantez.

En ofis h'adalek ar Sizun Santel betek en / eizved ar Pantekost, e-pad gouelioù ar Pask penn da benn, hon eus klevet neur a wech anezhañ eus Sakramant an Aoter. Dreist-holl en eizved ar Pantekost, evel n'hou eus notet, e tistro an Iliz war arvest ar mann nevez a zo enni pep madelez. Goude kas da benn mister Pask(tremen) hor Penn e oa ret degas soñj ~~an~~ dimp n'eo ket echu hor Pask-ni. Ha setu perak en d'eus lezet dimp hon Salver ein e dremen dre ar maro betek ar c'hloar, da vezan dimp magadurez, da vezan hor Pask, hor tremen hag hor bevañs-ni. An oferenn eo se evidomp, hor pask bendez.

Ha tremen Jezuz dre ar maro a zo karantez diskouezet d'e dad, sentidigez d'e youl. Hor evañs-ni a vo iverz ober youl an Tad, lakaat e nemp karantez Jezuz evitañ hervez m'en doa diouganet e-unan diwar-benn ar mister-se : "Va magadurez eo kas da benn bolontez va zad".

## Sakramant hon unvaniez gant ar C'christ

An oferenn eo an englev nevez ha peurbadus lidet gant d'ar e-nevez bendez o c'hortoz m'e lidimp gant ar C'christ en e glod peurbad. Gouzout a rit ez eus daou o sinan un englev. Hag an englev nevez ha peurbadus a zo bet sinet eus un tu gant ar C'christ eo'h ober evidemp hag eus an tu all gant an Tad a oa bet dismeganet gant hor pec'hedou. Ha sinet eo bet e korf ar C'christ gant e vad skuilhet. Sinet eo bet gant ar C'christ o 'n em reif d'ar maro. Sinet eo bet gant an Tad o reif d'ar C'christ an dasore'h hag ar giz c'hlod en neñvou. An Oferenn, sakramant an englev nevez ha peurbadus, eo eta sakramant korf ha gwad ar C'christ, rak sinet eo bet en e gorf hag en e vad. Ha war un dro eo sakramant korf ar C'christ er ster-se naz eo sakramant hon unvaniez gantañ : rak korf kevrinus ar C'christ ez omp, bet salvet ha dasprenet gant e gorf a-gig. Genezet en deus Jezuz en e gorf-natur, ar galloud da genstrollañ gantañ ur c'hevedrad a eneoù, a vo e gorf kevrinus, a vo sachet gantañ d'en em reif d'an Tad en un hevelep aberz hag an hini en deus lidet en e gorf-natur.

Ar ger "korf kevrinus" a zo bet lavaret da gentañ diwar-benn bara ar sakramant. Tremenet eo bremñ da verkañ hon unvaniez gant Jezuz. Kentelius-kenañ eo dimp an dra-se. Rak ur c'herf ez omp holl bremñ unanet gant ar C'christ, en abeg dezaf bout hor salvet en e gorf. Bara ar sakramant a zo sian an unvaniez-se, ha war un dro an hini a ra an unvaniez-se ; rak ur sin efedus ez eo : " Ur bara, ur c'herf ez omp "eme St Paul en e lizerou, da gelenn dimp ar mister-se .

Bremñ e komprenit nearvat komzoù hon alver en Aviel Gouel ar Sakramant : " Kement hini a zebr va c'herf, a chom emon ha me ennañ". Kement hini en em stag ouz mister e gorf-kig a zou da vezaf ezel buhezus en e gorf kevrinus .

Met lavaret e vo : pep sakramant a ra hon unvaniez gant ar C'christ. Ar vadeziant a zo hor strollidigez gantañ pa zigor dimp dorioù an Iliz. Gant ar Vadeziant ez omp unanet gant Jezuz, hag unanet ennañ gant an holl gristenien. Hag eveise evit pep sakramant. Gwir eo se: pep sakramant a ra hon unvaniez gant ar C'christ. Taolomp evez koulskoude. N'eus nemet ur sakramant hag hol laka da oberiañ a-unan gant ar C'christ ; sakramant an Aoter en hini eo. Gant sakramant an Aoter n'omp ket ezel hepken, met ezel buhezus ; n'hou eus ken hepken galloud da oberiañ ; sachet omp da gemer skouer war Jezuz da vezaf ennañ ur brofadenn blijus d'an Tad .

Nar bevosp war ar bendez hervez ar C'christ, nar greomp eus hor buhez ur meulgan da veurded Doue, gouvezomp ez eo an oferenn sakramant ar brofadenn-se, en doare ma tleomp drezi kinnig d'an Tad hor buhez holl ha drezi resev graseù puilh d'hen ober. An Oferenn eo ur menez a santelez, ul lein a veuleudi, ma tleomp dougen betek emañ hon Oberou pendeziek evit diskemm dicoutañ karget eus donezonou Doue; Rak an Oferenn eo mister hon darempredou bev gant an neñv .

ennomp siell an natur-Doue, d'hou stummali a-nevez. Eñ eo pok Doue ouz hon heñvelaat outañ hag a ro dimp war un dro knout ennomp an Tad hag ar Nab. Rak Eñ eo pok an Tad hag ar Nab. Hag en templ-se buhezek a zo hon ene adneuziet gant ar Spered Glan e teu da chomp a-gevret gantañ, an Tad hag ar Nab hag o deus e gaset " har am c'har unan bennak, e viro va c'homzou, ha va zad e garo, hag e teuimp ennun hag e raimp hon anneze en e di." (Aviel ar Pantekost).

Penaos e labour ar Spered Santel da grouin ennomp ar Vuhez dreistnatur? Evel gwechall en Testament koz gant galvidigez kuz, gant bount diwelus e skoazell. Met ives ha dreistholl dre ar sakramantoù. N'eus ket eta da souezin ma komzer kement en etived-nen eus ar m'a sakramantoù hag eus o efedou en ene. N'eo ket e vefent meneget war eem ba sklaer bepred, met evel ma ra an Iliz en he liderez, e vezont notet dindan skeudennoù diwar sonj o efedou, gant barzoniez. Da skouer pa gonz dimp an ofis eus nerz puraer ar Spered Santel, anavezomp ar Vadeziant hag ar binijenn a zistaol dimp pep pec'hed, ha nerz sakramant an acter da gas kuit diouzimp ar mankou-bihan : ar Spered Santel ene pedenn-gomuniañ ar meurz, eo distaol an holl bec'hedou. Resevet hon eus ar vadeziant, Jentiled naz omp, evel tiegez Korneli badezet gant Pêr (Abostol al Lun) kofesact hon eus hor pec'hedou. Met daoust dimp bezañ bet paraet dijà eus ar pec'hedou marwel, e tleomp kenderc'hel da c'houenn digant ar Spered skarzañ diouzimp hag hon diwall diouz kement a zo enep (Kenbedenn-digor ar meurz. Bell. ives ouz pedenn-ginnig ar sul). Sonj sakramant ar binijen a gav dñn, a zo snat en aviel ar Gwener, ma lavar hon Salver ennañ d'ar scizad : " Distaolet eo dit da bec'hedou ", komz a zo da dostaat ouz an hini hon eus lennet e-pad eizved Pask : " Resevit ar Spered Santel. Distaolet e vo ar pec'hedou da gement hini e tistaelfot dezan Sonj ar binijenn ives a c'hellemp stagañ ouz aviel ar Sadorn gant pare mamm-guer sant Pêr : an derzienn hon eus ni ives, ezom bezañ dieubot diouti, an derzienn-se, ene Sant Ambrosius, eo hor c'hoantegez, hor c'hoant-enor, hon buanegez. Ha n'eus ket gwelloc'h gwele'hadenn yen d'an derzienn-se eget ar binijenn.

Gwele'hadenn ? Pa gomzer eus puridigez e teu dioustu er spred, sonj eus an dourioù, dour ar binijenn, dour ar vadeziant, evel a veneg dimp c'hoaz kan-kinnig al lun gant an destenn hon eus kavet dijà e meurz eizved Pask. " An Aotrou en deus tregernet, an Uhel-dreist en deus kaset e vouez, hag ~~et~~ en em ziskouezet o deus feunteunioù an dourioù ". Ha koulskoude ar Pantekost a zegas dimp ives skeudenn an tan. Ar Spered Glan ec an tan puraer diskennet warnomp. An traou-se n'en em enobont ket; an dourioù-se a zo tan, pa welomp en Skritur barnedigez an Aotrou diskouezet dimp evel dourioù pe evel tan, dour ha tan an arone, dour o veuzin an Ejiptiz, tan ha dour war Sodomiz. Tan yen ar varnedigez a losk evel sklas an ene fall ; met tan a zeu da vezañ buhez ha tomder laouen d'an ene mat. Tan ha dour a rankomp gouzañv er bed-mañ pe er bed-all. Mar ne fell ket dimp e sturm ebet eus tan ha dour ar Spered Doue ra viro, e viup kaset d'an ifern yen. Mar ne fell ket dimp awalc'h gouzañv war an douar-mañ purator tan ha dour ar Spered Santel, purgator a yenijens hag a domader vuhezus war un dro, e rankimp tremen dre ur binijenn heñvel er bed all.

Tan ar spred eo ives ur Purgator a sklerijenn a gas kuit diouzimp teñvalijenn hon sonjou douarel, a ro dimp anaout donoc'h donañ misterioù kuzetañ hor silvidigez. An hini a sent ouz ar Spered Glan

## Beleien omp gant ar C'christ

2 bis

Ha peseurt darempred a gavomp bremañ gant an neñv ? Galvet omp gant Jezuz da lidan̄ gantañ an emḡlev nevez ha peurbadus, da ginnig gantañ e sakrifis d'e Dad.

Demet eo ~~z~~ Verb Doue er bed-mañ da vezan̄ beleg an holl grouadelez, da vezan̄ hor beleg-ni, da vezan̄ al liamm bev etre an neñv hag hon douar a pec'hed. Met nar domp stag outañ gant ar Vadeziant, mar domp eus e gorf kevrinus, ez omp neuze iveau beleien gantañ. Daoust ha ne lavar ket St Pêr ez omp ur " ouenn roueel, ur velegiez sakr " ? Hiniennou moarvat, a zo sakret en Iliz da vezan̄ beleien hag eskibien a-us d'ar re all, da vezan̄ renerien o breudeur hag oberourien ar sakramantoù, met daoust da ze ez eo pep badezad beleg gant ar C'christ ha galvet da ginnig gantañ e sakrifis. N'eo ket evitan̄ e-unan e lidfe ar beleg an oferenn, met en anoy an holl hag evit an holl. An oferenn eo sakrifis Jezuz Krist en e leunder, Eñ gant e iliz. Ar C'christ a brof en oferenn pep kristen a-gevret gant an Iliz a-bez; ha me gant an Iliz a-bez e tlean kinnig Jezuz .

Hagheni eo oberenn ar C'christ Beleg ? E sakrifis war ar greas e zonezon d'an Tad en sin a garantez evitan̄ . Ar pec'hed a zo be' dismegans d'an Tad, dismegans d'e c'hourc'hennou. Deuet eo Jezu

da zic'hauini gant kinnig e garantez divent. Ha petra fell d'ar C'hrist ? Nel lakaat da virout sonj hepken eus e sakrifis ? Namm'n eo ket awalc'h ; hon sachañ da brofañ e sakrifis, hervez m'en deus lavaret : " Pa vin bet savet, e sachin kement hini davedon ".

Stag ouz ar C'hrist ez omp galvet eta da lidan gantañ e skrifis, evit e ginnig d'e Dad hag en em ginnig gantañ, e c'housout pez a lennomp e dibenn aviel ar Panteckost : "(Va lezel a ran, emezañ, da vezañ kaset d'ar maro) evit ma ouio ar bed e karan va Zad, hag e ran hervez m'en deus an Tad gourc'hennet din".

### Evit kinnig sakrifis ar Groaz dre an oferenn .

P'en deus hon Salver Jezuz Krist diazezet sakramant an aoter, e fin ar pred diwezañ, ne oa ket evit kaout an tu da chom en hon touez d'hon frealzif goude ma vije distroet e gloar an nefñv. Sônjoh bugale eo kement-se. Oc'h ober ar sakramant en deus hor Salver lavaret d'e ebrestel : " Grit kement-mañ en sonj ac hanon ". Grit, a lavar dimp hon Salver. Un ober ? N'eo ket bennoz ar sakramant daoust da dalvoudegez ur seurt lid. Grit, eme Jezuz. An ober-se eo an oferenn, N'eo ket chom dizober e-pad an oferenn a vefe goulenet diganimp. Met en em unaniñ gant ar beleg oc'h oferennañ, gant e jestroù, gant e lavaroh, mas da benn ar sakrifis : hini ar C'hrist hag hon hini.

### Envoradur efedus eus maro hon Salver

Youl Jezuz o tiazezañ sakramant an Aoter a oa lezel ganimp an tu da lidan e sakrifis e pep amzer hag e pep lec'h, e lakaat etre hon daouarn n'eo ket ur skeudenn gleuz eus e sakrifis, met an envoradur efedus eus ar pez en deus graet war ar groaz.

Gant komzoù ar sakridigez e vez kemmet ar bara e korf ar C'hrist, ar gwin en e wad ha gant se e vez adskeudennet dimp ar pez en deus graet o vervel, skuilhan e wad betek an divi. Met n'eo ket ur skeudenn gleuz, rak gant ar sakridigez hon eus war an aoter ostiv ar c'halvar e-unan, an hini en deus en em brofet neuze hag a gendale'h da viken d'en em reisi d'e Dad gant an hevelep karantez dreist. Hon ostiv eo ar C'hrist gant mennadoù e Galon sakr, hon eus da ginnig gent an holl hag ev it an holl.

Dre an oferenn e c'hell evelse sakrifis unanel ar C'halvar bezañ kinniget ganimp e pep amzer, hag e pep lec'h, evel ma vijemp bet gant St Yann hag ar Werc'hez Vari ouz troad ar Groaz. Rak ar pez a gont n'eo ket doareoù diavaez ar sakrifis, met ar sakrifis diabarz, ar pez a zo kinniget, hag a zo Jezuz gant mennadoù e Galon sakr. An diavaezoh a zo nevez en oferenn, sakridigez ar bara hag ar gwin a skeudenn maro Jezuz war ar C'halvar. Ar pez a zo dindan avat eo sakrifis peurbadus Jezuz Krist. Eñ an hini a zo hor sakrifis-ni.

Evelse an dud a bep bro, a bep yez, a bep amzer a c'hell en em vodañ en dro d'an hevelep sakrifis, evit kinnig an hevelep ostiv. War holl venezioù ar bed, e pep traonienn e vez kaset da benn laver an Diouganer : " E pep amzer, hag e pep lec'h, e vez profet din un ostiv glan, un ostiv sakr ; rak un doue bras ez on, eme an Aotroù, hag enoret eo va an e touez ar pobloù " (Malaki I, 11-14)

En dro da sakrifis unanel Jezuz Krist, en em lid a-dreuz d'al lec'hioù ha d'an amzerioù disheñvel, sakrifis an unvaniez kristen, sakrifis ar c'horf kevrinus, sakrifis an holl gristenien oc'h antron en aberz e Salver .

### Hag en em brofañ gant ar C'christ .

Rak mar lavar dimp Hon Salver : " Grit kement-mañ en soñj ac'hanoù ", e talv dalavarout : " Grit evel am eus gratt, en em brofit ganin ". Ar C'christ o 'n em reññ d'ar maro war ar groaz, evit kloed e Dad, a ginnige dezañ war un dro kement hini a dilee diwezatoe'h dont da vezan eus e gorf kevrinus . Un hevelep ostiv omp gantañ . N'eus nemet ur C'christ ha ni ennañ . N'eus nemet ur brofadenn ha ni enni profadenn Jezuz war ar groaz a gendalc'h evidomp gant an oferenn, ma c'hellimp he c'has da benn . Petra 'c'hortoz Jezuz diganiimp? Ma lakaimp da wir ar brofadenn en deus graet dijà ac'hanoimp-ni war ar groaz . Gant an oferenn e teu da wir tamm ha tamm sakrifis ar c'horf kevrinus o 'n em ginnig gant Hon Salver .

War ar groaz Jezuz hon profe gantañ ; Eg oferenn e tieomp en em brofañ gantañ ha drezañ . " Per Ipsum, cum Ipso, in Ipso " .

Evelse an oferenn a ra hon unvaniez a garantez gant ar C'christ . Hol lakaat a ra da vevañ gantañ, da ober eveltañ . Ha petra reññ ? Kement a zo ac'hanoimp, hon buhez holl, kement 'zo dimp ha stag ouzimp, ar bed a-bez gant katoligiez .

Na sonjomp mat n'omp ket hon unan o 'n em brofañ . Stag omp ouz hon holl vreudeur en Iliz . Un Iliz unfan ez omp er C'christ . Hag e tieomp santout ar re all en dro dimp, o 'n em reññ ganimp . Mar en em zisrannemp diouz, en em zisransomp diouz ar C'christ, rak korf sakr ar C'christ eo an Iliz a-bez . En em brofomp gant an eneoù santel a vev war an douar e karantez Jezuz ; en em brofomp evit ar re a zo en Iliz izili kleuar pe yen, o c'houlen evito silvidigez ; en em brofomp gant ar sent a zo dijà en o gloar, hag a zalc'h en neñvoù d'en em ginnig da veuleudi er Tad gant ar C'christ en peurbad .

Hag evelse gonit ar c'hras hag ar c'hled rak an oferenn  
eo envoradur efedu eus kloed ar C'christ.

N'eo ket chomet mare Jezuz hep fruez a glod evitañ, a silvidigez evidomp . An englev nevez ha peurbadus o vezañ bet sinet gant Jezuz en e gorf, a zo bet sinet ives gant an Tad e korf e Vab . Ha sinadur an Tad eo an adsavidigez roet da gorf Jezuz, ar Bignidigez en neñvoù, ar galloud roet dezañ da vezan mammenn a santelez evit e gorf kevrinus .

Na kement-se a vez enveret gant an oferenn . Anez da se ne vofe ket an oferenn, sakramant an englev nevez ha peurbadus . Ket amañ e kañomp da vat envoradur eus karantez an Tad evit e Vab, a zo ives e garantez videmp-ni en e Vab .

" Graet en deus an Doue trugarezus un envoradur eus e vurzudou; roet en deus ur vagadurez d'ar re a zouj anezañ ", one ar Psalm 110, ha n'eo ket ur gontz kleuz nag un doare-lavarout hepken . Ur wirionez ez eo penn da benn . Sakramant an Aoter a zo war un dro

envoradur maro hon Salver hag envoradur e c'hloar .

Ha setu perak e lavaromp en oferenn goude ar Sakridigez " O virout soñj eus Pasion evurus ar C'christ, ho Mab, eus e adsavidigez eus ar maro hag iveau eus e bignidigez er c'hlod, e profemp deoc'h..."

Ar C'christ bremañ ne varv ken, n'hall ken gouzanv poan. Il vad n'hall ken bezañ disrannet e gwirionez diouz e gorf. Ha sed ar pez a lavar ar jestr a ra ar beleg o lezel da gouezañ en e galir goude ar sakridigez, un tamm eus ar bara sakret e korf hon Salver .

Gouzout a recomp emañ Jezuz a-bez dindan pep unan eus ar spesou, dacust d'ar re-mañ skeudennin e varo. En doare m'hon eus dindan an hevelep sin soñj e Basion ha soñj e c'hloar .

Gouzout a recomp pescurt fruez a zo d'an englev hag svi... hag evidomp. Mammenn a c'hras eo deuet da vezañ evidomp. Rik an Tad paroe kloz da gorf-natur Jezuz n'helle ket chom hep reiñ kloz war un dro d'e gorf kevrinus.

Ha gant ar Sakramant-mañ e vez skuilhet grasou puilh war far re en em stag ouz Jezuz en e sakrifis, ouz ar re a gomuni d'e vennadoù o komunitiāñ d'e gorf.

Il'eo ket an oferenn un envoradur diefed eus kloz ar C'christ. Ne diee ket bezañ. O komunitiāñ e vo resevet ganimp fruez e sakrifis, en em stagañ a raiimp ouz korf dasorc'h et ha klozus ar C'christ, ouz ar vammenn a c'hras, ouz abeg hor silvidigez. Hag hor e'horf-ni zoken a resevo gant-se un titr nevez da gaout perz un deiz e dasorc'h ar C'christ.

Met efedus e vo ar gommunion gent ma vo bet gwirion hor c'hinnig. Pez 'zo d'ober, evit gaout perz e kloz ar C'christ, kemper perz en arack en e ginnig. Evelse emañ lezenn an englev : daou du a zo dezañ, hon emro er C'christ da veuleudi an Tad, grasou an Tad skuilhet warnosp-ni en e Vab .

Hag ur wech c'hoaz, taolomp evez ez eo sakramant-mañ un ober, an "ober sakr", ur brofadenn ev d'an Tad, gant ar c'hinnig hag ar bedenn-veur, ha gent ar gommunion, jestr hon unvaniez gant ar C'christ. Ur sakramantoù all, dacust a kresk o efed gant hor c'henlabour, e vez roet dimp grasou, zoken mai chomomp dizober. Amañ avat ne resevimp fruez nemet hervez m'hor bo oberiet en spered hag en gwirionez.

## de lodenn

Lodennou sakrifis en oferenn  
gant o salvoudegizon kendoareet .

### I Sakrifis an oferenn en e lidoù diavaez.

Ar sakrifis hag a greg en oferenn goude ar Credo da vont betek ar fin, a zo da vezan lodennet etre teir rann : 1<sup>o</sup> ar C'hinnig, 2<sup>o</sup> ar Sakridigez, 3<sup>o</sup> ar Gommunion .

Ar C'hinnig a zo da gentañ holl ur jestr. Mini ar beleg o tegemer donezonou ar gristenien, o tisrannañ un tamm bara hag ur bannac'h gwin eus an implij ordinal, evit o lakaat war an aoter da vezañ sakret. Gant ar jestr-se e kemer ar beleg donezonou an dud, hon donezonou, evit ma teuint da vezañ tra an aotrou Doue.

Ar Sakridigez. Gant ar Sakridigez e teuont da vezañ tra doueel. Sevel a reont neuze war-du an neñv, o tont da vezañ korf ha gwad hon Salver. Sevel a reont karget eus hon meuleudi unanet gant meuleudi kalon Jezuz. Ar sakridigez hag a grog eta gant ar ganenn veur (prefas) evit mont betek ar Pater a zo ur bedenn, ur rentañ grasou d'an Tad dre e Vab Jezuz. Chom a ra ar beleg e-kreiz an aoter gant jestrou a bedenn hepken : ar pez a gont eo ar pez a laver.

Ar Gomunion. Amañ avat, ar pez a gont eo ar jestr adarre evel er C'hinnig. Jestr ar Gomunion a respont da jestr ar C'hinnig. Dont a ra ar gristenien da gemer endro pez o deus profet nemet eo deut etretant o froadur da vezañ tra doueel, da vezañ Jezuz en e sakrifis, ostiv a blijadur d'an Tad, mammenn a c'hras evit an holl.

Sakrifis an oferenn en e lidou diavaez a zo addiskleriadur eus jestrou ha pedenn hon Salver er pred diwezañ.

- a) Kemer a reas bara ha gwin.
- b) o bennigan a reas, o rentañ grasou hag o lavarout : kement-mañ eo va c'horf, kement-mañ eo va gwad.
- c) rannan a reas ar bara, d'e lodennañ gant gwin ar c'halir d'e ziskibien.

=====

## II An Oferenn evel envoradur misteriou an Hmglev.

Ar C'hinnig a zo envoradur engorfidigez ar Verb . Rak ar Verb kemer un natur-den en e zalc'h, en deus disrannet anezi diouz an d all ; kemefet en deus anezi evit he c'has betek profadenn ar groaz lec'h ma tlee enni en em ginnig d'an Tad er vrasañ karantez. Ar engorjet, Jezuz, a-dal penn kentañ e zonedigez a zo danvez ar ~~xxkrkxigex~~ sakrifis da zont, merket ha disrannet dijà evit aberz ar C'halvar.


Ar Sakridigez. Gant ar Sakridigez eo da gentañ emro hon Salv war ar C'halvar a vez skeudennet. Buhez hon Salver a zo ur bignidigez war-du ar C'halvar. Gant maro Jezuz eo sakrifis an denelez a antren e-barz an neñv; eo an neñv hag an douar adskoulmet endro .

D'an eil, degemeret eo bet aberz Jezuz gant e Dad, adsaavet e pignet en neñv, mammenn a c'hras eo evidomp, ha kaset eo bet d ar Spered Santel gant ar Pantekost d'hon santelaat gant nerz. Kement-se a vez envoret iveau gant ar Sakridigez .

Ar Gomunion. Al labour-se a santelidigez kaset da benn gs nerz galloudus ar Spered Glan eo an hini a zo skeudennet gant Gomunion . Ar Spered Glan eo an hini a stag hon eneoù ouz ar C'hrist gant ar c'hras hag an teir vertuz doueel, feiz, spi, karantez. Ar Spered Glan eo an hini a stag ar gristenien

kenetrezo en unvaniez ar C'hrist, e kenseurtiez ar C'horf Kevrinus.

Kement-se a c'hellomp skeudenniñ gant al linennou eun-mañ .



### III An Oferenn evel hor sakrifis-ni

Evit kompreñ gwelloc'h penaos eo an oferenn hor sakrifis-ni, lavaromp ur ger diwar-benn ar sakrifisoù a-wechall, pe ar sakrifisoù a c'hellomp ober c'hoaz.

Da skouer, pa brofomp arc'hant d'an Actroù Doue, e lakomp un dra a zo dimp da dremen dindan perc'henniez an Actroù Doue, an arc'hant-se a dalv evit hor mennad, evit hor pedenn, ma resevimp digant an Actroù Doue ar c'hras goulenet .

Gwechall pa veze kinniget ul loen bennak e sakrifis, e talvez e hevelep doare, al hoen-se evit ar broferion. Da verkan en em zistaged eus an dra, e veze lazet al leen ; evel-se e veze lakaet da dremen e dalc'h an Actroù Doue. Goude-se peurliesai e veze debret al loen lazet gant ar broferien, da ziskleriañ o unvaniez gant ar brofadenn tremenet bremañ e perc'henniez Doue ; int iveau dre ar brofadenn e cant deuet da vezañ tra Doue ha n'helle ken Doue nemet o diwall evel ma ra ur perc'henn evit e beadra .

En oferenn iveau e recomp traou heñvel .

Gant ar C'hinnig eo ni, gristenien, a'n em brof d'an Actroù Doue evit bezañ degemeret gantañ . Ar bara hag ar gwin kinniget a dalv evidomp. Talvezout a reont evit an Iliz a-bez, evel ma lavar dimp Tadot an Iliz. Skeudenn ar gristenien ez int. Rak evel n'eo bet disrannet natur-den Jezuz dicuz ar re all gant enkorfidigez ar Verb, evel-se iveau bet disrannet gant ar vadeziant dicuz ar re all, dicuz ar Baganed, evit bezañ profet d'an Tad er garantez .

Ha bremañ pez hon eus da brofan eo kement a zo eus hor buhez kristen, hon poanioù skeudennet gant ar bara ("genit a ri da vara diwar c'hwez da dal ") hon levez skeudennet gant ar gwin (" ar gwin eo levez kalon an den ") .

En em brofan a recomp evit ma vo hor buhez ur veuleudi d'an Tad. Hag e vezisp ur veuleudi dezañ o vezañ kemmet muic'h cui en Jezuz-Krist, evel ma vo kemmet ar bara hag ar gwin e korf hag e gwad hos

Salver . Tra ha tra a chom bepred ennomp da gennañ e Jezuz-Krist ha n'eo ket echa morsa hon tremen etre daouarn an Tad, hervez ma reas Jezuz o lavarout 'n e varo : " Etre ho taouarn, Va Dad, e lakan va spered ".

Gant ar Sakridigez e c'hoarvez kement-se. Sevel ra ra hor pedenn betek an neñv da vezañ meuleudi kalon Jezuz d'e Dad, antren a recomp en neñv da ganan gant an Auled : " Santel, aantel, santel, eo Doue ar stolladoù evurus ". Sevel a ra hor pedenn betek an neñv peogwir e teu hor profadenn da vezañ profadenn an neñv ; Jezuz en e glod o tougen en e goff sin e Basion, o tougen en e galon e garantez divent d'e Dad.

Gant ar Comunion bremañ e vo kaset da penn hor mennad, da vezañ degeneret gant an Tad, da vezañ kemmet e Jezuz-Krist. Efedus e vo hor c'homunion hervez ma vo bet gwirion hor c'hoant hag hor c'hinnig er sakridigez. Diskenn a ra bremañ war-du ennomp gras an neñv. Jezuz e-unan mammenn a vuhez evit hon enec'h. Dont a ra davedomp, evel d'urz donezon an Tad, da respont d'hor c'harantez dezañ/ Resev a recomp ennomp herz ar Spered Glan d'hon trein e Jezuz evel m'en deus troet gant ar sakridigez ar bara hag ar gwin e korf ha gwad hon Salver. Labourat a rai ennomp nerz ar Spered Glan kemont hag / her bo en en ginniget d'an Tad. Kemmet e vezimp e Jezuz gant ar Comunion diouz ar pez a vo bet hor mennad er sakridigez .

Hiviziken ez emp unan gant ar C'christ, unan gant e goff kevriñus. En e zalc'h emaoemp da vezañ e dra, ha tra an Tad. Dougen a recomp ennomp mister e varo ha mister e glod, mister an englev nevez ha peurbadus. Mont a raimp bremañ war-du hon deverioù douarel d'ober anezo bepred muioc'h ur c'hinnig d'an Tad, da astenn war traoù nevez er bed dalc'h ar C'christ, ma c'helle pep tra muioc'h mui sevel er C'christ war-du an Tad. Hag evel-se drezomp en em astenno mister an engorfidigez, drezomp e kemero ar C'christ en e zalc'h muioc'h mui eus ar bed. Hag e tevio evel-se hor profadenn gant pep oferenn da vezañ ledanoc'h ledanañ, gwirionec'h gwirionan .

Ur skeudenn heñvel ouz an hini hon eus rost evit misterioù ar C'christ a c'hellomp tresañ amañ iveau. Kend/careet eo gant an hini gentañ, rak pez a dalvez evit ar C'christ a dalvez evidomp .

KINING	+ SAKRIDIGEZ	+ KOMUNION
inenn + Neñv	- - - - -	- - - - -
inenn + douar	- - - - -	- - - - -
Hor buhez kristen	+ Hor pedenn o tremen	+ Distreiñ a ra hon
douarel skeudennet	+ e-barz an neñv, o tont	+ ostiv davedomp ka
gant ar bara hag ar	+ da vezañ hin i Jezuz en	+ eus grasou an Tad
gwin	+ e varo hag en e glod	+ a gavomp e kloù

HOT BINN - Ur fazi eo lavarcut e tiaskenn Jezuz war an aoter gant ar Sakridigez. Ar c'hentrol eo. Hor sakrifis eo an hini a sav betek an neñv gant ar sakridigez, da vezañ sakrifis Jezuz dirak dremm an Tad en neñvoh, da vezañ an Oan a zalc'h d'en em ginnig er beurbadelez. Gant ar gominion avat eo an diskenn davedemp eus grasòù an neñv, deoust da Jezuz chom en neñv hep kuitaat e gled.

### KLOZADUR

An oferenn eo mister an englev nevez ha peurbadus, lidet gant hon unvaniez oberiant gant Jezuz-Krist. Rak an oferenn eo sakrifis Jezuz-Krist addiskleriet war an aoter evit ma c'hellimp e ginnig hon-unan ha gant-se resev e frouez a silvidigez hag a gled.

Pez 'zo d'ober eo en em unaniñ ouz ar C'hrist Beleg, en em unaniñ ouz ar C'hrist ostiv. Ha gant-se en em unaniñ ouz ar C'hrist adsavet manenn a c'hras hag a vuhez evit hon ene hag hor c'horf.

An oferenn eo sakrifis hon unvaniez gant Jezuz-Krist. Ha neuze n'omp ket hon-unan enni. Sakrifis an Iliz a-bez ez eo. An hini a ginnig eo Jezuz gant an Iliz a-bez, an hini a zo kinniget eo Jezuz gant an Iliz a-bez. An hini a zo santelact eo an Iliz a-bez. Hister a garantez er C'hrist .

An oferenn eo sakrifis an Iliz war an douar ; met en oferenn e kavomp darempred gant sakrifis an neñv, gant ar sakrifis-se a gendalc'h Jezuz d'e brofañ d'e Dad en neñvoh, an holl sent hag an holl aelez unanet kontañ. Pez a zisrann ac'hanomp diouto, eo doareoù diavazez her sakrifis hag a zo disheñvel. Met dijà, eneoù an douar hag eneoù an neñv, o 'n em ginnig gant hon Salver ha drezañ, a zo unanet en un hevelop sakrifis .

Sakramant a garantez lec'h ma tleomp kaout darempred bevoc'h bevañ gant pep unan eus personadurioù an Dreinded. Mister an oferenn eo penn da benn mister madelez an Tad o reiñ dimp en e Vab pep donezen. Gant ar C'hinnig dijà e prefomp d'an Tad ar pez en deus roet dimp e-unan : " de tuis donis ac datis ", kement a zo eus ar bed a zo donezon an Tad dimp. Met an donezon dreist-hini eo donezon e Vab er sakridigez hag er gominion m'hor bez ennañ buhez ha gras dreistnatur.

Mister an oferenn eo penn da benn mister hon etrollidigez gant ar C'hrist. Gant an oferenn e tronenomp muioe'h mai e dalc'h ar Verb. En e bersonadur enaomp evit en em ginnig ennañ d'an Tad. En e bersonadur enaomp da vezañ ennañ advibien d'an Tad ha da vezañ engehentet gant an Tad d'ar vuhez dreistnatur.

Mister an oferenn eo penn da benn mister Obererez ar Spered Santel. Eñ eo an hini i en deus laboureut ennomp en deiz hon badeziant evit krouïñ ennomp ar c'raz ; eñ eo oberer hon ginivelez en Iliz evel m'eo bet oberer engorfidigez ar Verb. Eñ eo an hini a lusk hor c'halon d'en em ginnig, evel ma lusk kalon ar C'hrist d'en em reiñ war ar groaz ha da viken da c'hloar e Dad. Eñ eo an hini a genn ar bara hag ar gwin e Korf ha gwad Jezuz, hag a genn hon eneoù muioe'h mai e Jezuz-Krist.

En em lezomp eta da vezan̄ labouret gantañ, da vezan̄ stag m.  
mui d'ar C'hrist, d'en em brofan̄ gant ar C'hrist ha da resev m.  
ennor̄ bemez an-tad da viken.

DIWAR-BENN AR GALON SAKR  
: : : : : : : : : : :

1° An Deoliezh d'ar Galon Sakr a vez diskouezet dimp a-wechoù gant ul liw a santerezh a c'heller kaout diblijus.

E giz-se e vez lavaret e tleomp "frealzih" Kalon Jezuz o reñ da gredin e vez bepred gloazet bremañ c'hoazh Kalon hor Salver gant hon dismegerioù hag hor pec'hedou, evel pa ne vije ket Jezuz bremañ en e c'hloar, trec'h'hour da viken war an doan hag ar maro. Sarmonioù gant seurt menoziou hon eus sur mat klevet e-leizh. Delwennou plastr a anavezomp ha zoken taolennoù evel re Desvallières, a zo diskleria-dur arzel ur seurt "deoliezh".

N'eus ket da souezhiñ he divije kemeret an deoliezh d'ar Galon Sakr ur seurt ton teneraüs ha zoken brizh-esmaëüs, santidik. Rak en em ziskouezet eo an deoliezh-se en ur c'houlz ma oa trec'h a-bell oa, ar pezh a zo bet anvet an "devotio moderna", an deoliezh a-vreman, ar santerezh o kemer he c'hreñv enni. Doare speredelezha 'n em strewiñ evel a ouzec'h adalek an 13 vet kantved, hag o trec'h'hiñ gant levrioù evel an "De Imitatione Xti".

Het n'eus ket da souezhiñ kennebeut all ne blijfe ket dimp kement ur seurt temz-spered. Kemman à ra ar santerezh, en un hevelep den; ha muioc'h c'hoazh a gantved da gantved. Perzh ar santerezh eo bezan kemmus. Ha gant an distro d'al liderezha da speredelezha an Tadoù e kavemp kleuz awalc'h esmaeaduriou a lakae hon mammou-kozh da skuilh daerou.

2° N'eus ket aze abeg da chom hep prizout Gouel ar Galon Sakr. Rak en tu-hont pe gentoc'h atus d'un "deoliezh" d'ar Galon Sakr, ez eus "mister" ar Galon Sakr. Arouezhus meubet eo an daou c'her-se : unan o vezañ ar ger boazh en speredelezha an Tadoù, egile o trec'h'hiñ goude an XIIIvet Kantved; an eil hag egile eo'h anataat dimp un doug dishenvel da vat.

3° Sellet evel mister, e c'hell ar Galon Sakr bezan evidomp sakramant, da lavaret eo sin santele hem relijion a-bezh.

Rak denc'hel a ra hor relijion a-bezh dindan ar ger karantez; liammou a garantez etrezomp ha Doue, liammou a garantez kenetrezomp. Perzh dibar hon feiz : peseurt relijion a vefe a-hend-all dindan sin ar Garantez, en doare maz eo ar Garantez war un dro pezh a dleomp kreñih ha pezh a dleomp ober, war un dro diverradur hor feiz ha diverradur hon youlreizherezh. "Kredet hon eus er Garantez" (Sell/ouzh Mann...)

Etre an neñv hag an douar eman ar Groaz da sin, e verkan gant ar post serzh an darempredou etre an douar hag an neñv, gant ar varrenn led kenstroll ar bed en unvaniezh. Hag e kreiz sin ar Groaz eman ar Galon Sakr evel kroaz-hent an holl darempredou.

4° An divrec'h a zo evel un astenn d'ar Galon : reñ a reont diouti Ar C'hrist a glask hor c'henstrollañ en e garantez. N'eus netra denel a c'hellfe a-benn ar fin unveniñ an dud, zoken ar skiant, rak aze

zoken e teu temzioù-spered dishenvel d'en em enebin, ha dreist-hel ar c'hoantegezhioù da dennañ gonid diouti evit Brezel fero an arboellerez hag an armou. N'eus nemet un dra bennak dreist-nature a c'hell unvanifi an den : ar feiz er G'hrist.

Ar Galon Sakr a zo sin hor c'henstrolli en Rouantelezh Jezuz Krist. Eno 'mân holl vister an Iliz.

Sin ar Garantez a die ren kenetrezomp en abeg d'e garantez-Eñ. Sellout ouzh ar c'han "E-lec'h m'eman ar Garantez ..."

5° Hor c'henstrollan a ra ar Xst en e Iliz evit hor santelaat, ober ac'hanoomp e wir vreudeur, advibion d'an Tad .

Ar Galon Sakr eo sin ar c'hrasou a ziskenn eus Kalon an Tad davedomp. Kalon Jezuz eo ar skeudenn denel ha douarel eus Kalon Vadelezhus ha trugarezus an Tad. Er c'heniver-se, komzoù evel re St Yann i "Sellit peseurt karantez en deus bet an Tad evidomp m'en deus roet dimp e Vab unel".

Kement a zo eus enkorfidigezh ar Verb, eus mister e Basion hag e varo a gav lec'h amañ.

6° Ha Kalon ar Xst, an hent da vont eus an douar d'an neñv. "Pa vin bet savet war ar Groaz e sachin pep tra davedon" da lakaat pep tra da zistreñ d'an Tad .

Ar Galon Sakr eo kreiz tantad pep liderez, an ezançouer a laka da sevel war du an neñv pep meuleudi frondus, ar flamm a drec'h war pep loustoni denel hag a bura anezho, silvidigezh evit an den.

Gouzout a reomp eo karantez Jezuz evit e dad, a zo penn-mennad e Galon : ar Verb a zo holl/troet ha tennet davet e Dad, e holl personelez eo se.

Ha ni a die kinnig d'an Tad Kalon Jezuz evel ar brofadenn c'hlann n'eus nemeti, ne dalv hor profadennou nemet dre m'en deus Jezuz kemeret hon re ennan e-unan.

Sellout ouzh kenbedenn-ginnig Oferenn ar Galon Sakr.

Kalon Jezuz a zo sur an Testament Nevez ha peurbadus. Ur relijion a zo darempredou etre an neñv hag an douar, etre an dud kene-trezo. Amân eo kreiz hent pep tra.

Kalon arc'h a zalc'h enni  
N'eo ken lezenn ar servijerezh mozh  
Met lezenn ar c'hras hag an truez  
Ha lezenn veur an drugarez.

Arc'h an engley nevez ha peurbadys, mister ken bras hag hini karantez ha buhez Doue .

{ an eiz sul kentañ goude ar Pantekost }

An eiz sul kentañ goude ar Pantekost o deus ur sonj dezho e-unan. Stummet int bet evel m'en diskouez ster diabarab an testennou, endro da venoz ar garantez.

Aes eo kompreñ perak. Ar Spered Santel eo an tan doueel. Ha goude bezañ flamminet e kalon Jezuz, goude bezañ labouret en ene hag en korf hor Salver evit e gas d'an aberzh hag e adsevel d'ar vuhez, e teu bremañ gant ar Pantekost da labourat en hevelep doare en ene hag e korf an kiliz. Deuet on, ene Jezuz, da zegas an tan eus an neñv war an douar, ha petra fell din, nemet ma krogo a bep tu (1).

Setu eta Spered Jezuz o tiskenn da vezañ spred ar C'horf Kevrinus. An hini a zo al liamm a garantez etre an Tad hag e Verb, a zeu da liammañ er garantez kement a oa bet ~~nikayk~~ dispartiet gant ar pec'hed: an dud kenetrezo, disrannet ma vezent gant ar gasoni; an dud gant ar Salver, da vezañ gantañ un hevelep personelezh sprededel; ha diwar-se, er C'hrist ha dre ar C'hrist, an dud gant an Tad a vadelezh, en deus karet ac'hanoimp a garantez dilavarus.

Ha ni, goude bezañ pignet betek an Tad, e tiskennimp endro, leun a nerzh nevez, war-du an hollved, en ur sonj a gatoligiezh wirion, o vezañ karget hor c'halon a drugarez doueel e-keñver an holl dud hag an holl draou. Mar resevomp digant an Tad, Spered ar Pantekost, eo evit mont da ziskouez gant hon oberou, ha n'eo ket gant komzou kleuz hepken, ez omp gwir vibion an Hini a zo mammenn pep madelezh pa c'hal d'ar silvidigezh en e Vab. Sakramant ar Gouzoumenn a zo bet hor Pantekost : hag evel ma oa bet kaset war-raok an ebrestel gantañ gant ~~an~~ diskenn an tan eus an neñv, evelse omp-ni dileuriet ha sakret gant ar gouzoumenn da vezañ d'hon tro abostoled dre ar bed, kannaded ar rouantelezh nevez dindan lezenn ar garantez.

Setu aze ar steuenn a raimp ganti evit disklerian ar menozioù puilh implijet gant ar suliou-mañ, suliou ar c'hresk er garantez. N'eo ket da lavarout ne c'hellfemp ket kaout pennlinennou all a dalvezfe marteze kenkoulz evit un dispelegadenn. N'eo ket da lavarout kennebeut all e vefe dispartief evelse an traou er gyrvoud, e rankfemp da skouer kaout da gentañ karantez hon nesan arack gallout sevel da garantez ar C'hrist, ha diwar honnezh hepken mont da garantez an Tad. Evel pa ne vije ket an traou-se unanet start; evel pa c'hellfemp karout ar C'hrist, hep bezañ douget dezhai gant an Tad; evel pa ne zeufe ket ennomp karantez an nesañ eus ar vammenn-se unanel a garantez dreistnatur, a zo kalon an Tad a vadelezh.

Koulskoude marteze ez eus ur wirionez bennak en urzh-se. Rak troet omp da garout hon nesañ arack ar C'hrist, ha da garout ar C'hrist arack an Tad. Tra aesoc'h ha tostoe'h d'an natur eo mont da

2

gentañ d'ar pezh a welomp hag a stekompz outañ / Evelise ne gavomp  
peurliesañ karantez ar C'hrist nemet e karantez an nesañ, ha karantez  
an Tad nemet e karantez ar C'hrist (2).

Hag en hevelep doare, hon diskenn abostolek war du ar grouadelezh  
ne vo efedus nemet goude bezañ splujet en donderioù Doue ha bezañ)  
spluinet hon ene gant an dour-se a sklerijenn, a nerzh, a dan, a zo  
buhez an Dreinded. A-hendaall ne gavfe ket hor youl diazez d'hon  
obererezh; ha douget e vefemp en ur vont d'hor breudeur d'en em  
harpan war an dourel, ha difrouezh e chomfemp; pa'z eo ar c'hontrol  
a zo d'ober.

Daoust ha n'eo ket al lusk-se sav-diskenn, a vez lidet evidomp  
gant pep oferenn, al lusk-se ez omp kouivet gant gouel ar Sakramant  
er sizhun gentañ, da gompreñ gwelloc'h ha da vont ennañ muioc'h-mui

=  
=====  
=

Kresk an Ibiz er garantez, eno 'mañ soñj ar sulioù-mañ : kresk  
a ziabarzh ha kresk an dñavaez, dindan lusk nerzhus ar Spered  
Santel .

Ar Spered Santel, ar sikour eus an neñv, sed an hini a dieomp  
gervel evit dibradañ ; rak hepdañ ne c'hellomp tra. Milk N'hon eus  
ket eskell nemet e re. Kentañ d'ober eo teurel war-du an neñv  
kriadennou a spi, garmadennou a fizian, hopadennou entanet da gaout  
an hini a zo flamm galloudus. Lennomp kanennoù ar sulioù-mañ : kan  
digor, gradual, gwerzad-allelouia hag all. Dale'hmat e tistro enno  
galvadenn an esper : "Garmet em eus war-du an Aotrou, ha va selaouet  
en deus". "War-du ennoc'h em eus savet va mouezh, Aotrou, ennoc'h e  
fizian, na vin ket mezhekaet ". "Sklerijennit va daoulagad evit na  
gouskin ket er maro, na lavaro ket va enebour : trec'het em eus  
warnañ" (3).

An enebour ? Anavezout a reomp anezhañ, Satan, an argader, prezeger  
an digarantez, al "leon konnaret a bun endroù dimp o klask unan da  
lonkan" (4). Silet en deus dizunvaniezh etre an den ha Doue, ha  
kenetre an dud. Met ar C'hrist en deus diarbennet anezhañ hag ar  
rouantelez a zo bremañ dre ar C'hrist hag er C'hrist adunvaniezh  
gant an Tad ha kenetre an dud. En eo ar mesaer mat a glask adsträllan  
an holl defñved en hevelep tropell dindan e gammel unel, evit o ren  
d'an diskuizh war beurvanou glask freskaus. Hor Salvet en deus eus ar  
pec'hed, lazher an eneou hag ar c'horfoù, eus an digarantez a zo  
marventez. Met ar garantez eo ar Vuhez, ar vuhez peurbad ha doueel :  
"Ni a car ez omp tremenet eus ar mare d'ar vuhez, dre ma kñromp hor

(2) An urzh-se a c'hellomp ober anezhañ an urzh eneoniel (psychologique), urzh ar pazennou a dremen drezo hon emskiant, daoust d'an traou  
bezañ lusketoc'h er gwirvoud, hag en em groaziañ, en em genweañ da  
vezañ un hollved n'heller ket disneudenniñ anezhañ hep dispenn pep tr

(3) Gradual an eil sul. Kan-digor an trede sul. Kan-kinnig ar 4°.  
Sellit iveauz ouzh abostol an 3° Sul.

(4) Abostol an 3° sul.

breudeur. An hini na gar ket a chom er maro. An nep a gasa e vreur a zo muntrer ha gouzout a rit n'eus muntrer ebet hag en dije ar vuhez peurbadus o chom ennañ" (5). Doue a zo karantez : ~~da~~ da dimp e Vab unel evit ma ~~vevfemp~~ vevfemp drezañ. Rak n'eo ket ni hor bije karet Doue da gentañ; met, Eñ en deus karet ac'hanomp da gentañ. Ha neuze " Va muigan karet, mar deo evelse en deus Doue karet ac'hanomp, e tleomp ni iveau en em garout an eil egile ... Mar lavar unan bennak : Karout a ran Doue, hag en o kasaat e vreur, hennezh a zo gaouiat. Rak an hini na gar ket e vreur gwelet gantañ, n'all ket karout Doue diwelet gantañ. Hemañ ee goure'henn hon eus bet digantañ : ma karo iveau e vreur an hini a gar Doue" - (6).

Met penaos lakaat se da dalvezout, rak ne spir karout ~~mixx~~ "dre gomz hepken, na diwar beg an teod ". Doue, Eñ, en deus hor e'haret "dre eberou hag en gwirionez " (7). "Gant kement-mañ hon eus anavezet ar garantez, m'en deus roet e vuhez evidomp; ha ni neuze, e tleomp rein hor buhez evit hor breudeur ". (8) Reñ hor buhez : Reñ da vihanañ pezh a zo stag ouzh hor buhez hag hor e'halon. N'eo ket hepken reñ eus hor yalc'h, rak ar yalc'h a zo danvez, hag an arc'hant tra diavaez awalc'h. Met dreist-holl reñ eus hon ene, eus hon teñzorion diavarzh. Pardonin : "bezañ trugarezus evel m'eo ho Tad trugarezus " (9). Chom hep barn, hep droukkomz; pep drouklavar a zo pec'hed a-enep an unvaniezh, a-enep ar C'hrist hag a-benn ar fin, a-enep an Dreinded a dleomp skeudenninenn hec'h unvaniezh. Kentoc'h a se e vo ur pec'heta eta ar e'hunujennou, ar rendael : "Ha me a lavar deoc'h, piw bennak a gonnaro a-enep e vreur, a vo kablus d'ar varn ". Rak "mar n'eo ket ho reizhder brasoc'h eget hini ar Skribed hag ar Farizianed, n'efot ket e-barzh Rouantelezh Doue". (10)

E-barzh Rouantelezh Doue ne dle bezañ na kunujenn, na "rendael, na tra seurt-se. "Beata pacis visio", "gweladenn eyurus a beoc'h ", a lavar meu~~lgan~~, dedi an ilizou. Hen kompres a reomp sklaer : ar peoc'h a zo perzh dibar ar rouantelezh. Ha pep tregaser, pe trabaser en Jeruzalem a beoc'h a-enep ar Rouantelezh. Taolit evezh eo ar garantez etre ar vreudeur a zo goure'hennet dimp da gentañ " E-barzh Rouantelezh Doue" a lavar dimp an Aviel. Arack karout an dud diavaez en em garomp etre vadezidi (11). Sed ur gentel a dalv evit kristenion an holl amzerion, met en un doare ispisial evit krak-abosteled hon prantad. Penaos kredin e c'hellfemp degas da Jeruzalem an dud a ziavaez, mar n'hon eus nemet kun ujennou evit an annezerion hag ar renerion anezhi. Ha taolit pled iveau e tleomp en em garout etre tud Jeruzalem, dre maz omp badezidi, da lavarout eo tud ar C'hrist, mibion an Tad. Liamm hon unvaniezh eo ar Roue a beoc'h. Mar deo ar peoc'h tra ar Rouantelezh, eo dre maz eo ar C'hris ar vammenn hag ar pennabeg anezhañ. Setu perak ar garantez erbedet dimp a zo ur garantez a blijfe din añvan "ilizel", da lavarout eo ur

(5) Abostol an eil sul : I Yann 14-15

(6) Abostol ar c'hentañ sul : I Yann IV, 11, ha 20-21.

(7) I Yann III, 18

(8) I Yann, III, 16

(9) Aviel ar c'hentañ sul : Luk. VI, 36

(10) Aveil ar 5° Sul : Mazhe V, 20-24

(11) "Evelse e-pad m'hon eus amzer, greomp vad eèkeñver an holl, met dreist-holl e-keñver tud tiegezh ar feiz" (Gal. VI.10)

garantez a zo tra ar gevredigezh sakr hec'h-unan evel kevredigezh, arack bezañ tra din-me. Ar garantez a dleomp mony enni, n'eo ket hepken ur garantez etre me ha te, met ur garantez a-us din, perzh ar gumuniezh, domani ar C'hrist, ur garantez a die en em ziskouez en jestrou an Iliz evel Iliz ha kaout dreist holl he diskleriadur uhelañ el liderezh. Sed ar ster don a dleomp lakaat war gomzoù sant Pêr pa lavar dimp en abostol an hevelep pempvet sul : "Bezit unanet er bedenn, truezus an eil evit egile, o karout ar vreuriez, madelezhus, dereat, izelek a galon" (12). Ar bedenn a-sifoll en dro d'an aoter a obri hon unvaniezh hag a zo war un dro ar sin anezhi, sin hor c'humuniezh, er C'hrist. Gant al liderezh e tie sevel war du an Tad, hor meuleudi unan a c'henon hag a galon. Sklaer eo n'hellomp ket mont ermaez eus an hollad evit ren pedenn distag, hep en em eskumunugañ, hep pec'hi, a-enep ar Rouantelezh hag ar Roue, hep bezañ war ~~xxxx~~ an hent arvarus a gas eus an emgarantez d'an digarantez. Ha penao krediñ neuze e c'hellfemp c'hoazh bezañ selaouet gant mesaer an tropell unan, gant Tad an tiegezh unan ?

En em garomp etre vadezidi. Kement a dra a vije da lavarout diwar benn-se. Ken aes eo dimp pec'hiñ a-enep Jeruzalem. Va lezit c'hoazh hepken d'ober un evezhiaidenn. Klask a reomp aes awalc'h etre katoliked en em glevout en diabarzh ar vro, met katoliked ar broioù all, daoust ha n'int ket evidomp estrenion, a-wechoù zoken enebourion, daoust ha n'omp ket leun a gunujennou evito ? Int a zo iveau eus an Iliz, n'eo ket 'ta ? Ha neuze setu ma lakomp da gentañ hor c'hevreou douarel, arack hor c'herentiezh doueel. Diarbenneton ar Gatoligiezh, na gredit ket tostaat ouzh an aoter, rak an Aotrou na sello ket ouzh ho kinnig gant plijadur : "Lez eno da brof ha kae da gentañ d'ober peoc'h gant da vreur, ha neuze e teui da ginnig da brofadenn" (13).

Met savomp uheloc'h geude klevet digant sant Pêr ar glozadenn da gement-mañ, en dibenn abostol ar 5° sul : "Santelait en ho kalonoù an Astrou Krist" Mar dleomp en em garout kenetrezomp eo en abeg d'ar C'hrist, dre maz omp unan gantañ bag ennan. Deuet omp da vezañ "un hevelep plantenn gantañ, dre ur maro heñvel ouzh e hini" (14). Rak o tiskenn en douar ar vadeziant, omp tremenet ~~xxxx~~ dre ur maro speredel heñvel ouzh e hini ; badezet omp bet en e varo, sebeliet omp bet gantañ hag adsavet ~~omp~~ gantañ d'ur vuhez nevez. Buhez nevez a garantez, a englev gant an nesañ, a bedenn c'hredus d'an Tad. Hoarvat, ne vo ket se bendez hep striv na poan. Kement a zo ennomp eus an den kozh a vo da groazstagañ bendez, ma vo distrujet ennomp pezh a zo pec'hed ha manmenn a bee'ched (15). Buhez kristen wirion a vo diouzh ret merzherenti kuzh, emlazherezh, stourm dizehan a-enep ar c'hoantegzh fall oc'h adsevel bepred evel an Aeruant kant-pennek. Evel just, ur verzherenti, n'eo key tra ken plijus-se. Met arabat krediñ e c'hellfemp ober a-hend-all, e veze ar vuhez kristen ur c'hoari diriski ha diboan, e c'hellfemp gonit ar Rouantelezh hep koll netra eus hon natur, bremal gwalldechet ha gwaret. Ret eo teurel lastr d'ar mor, mar nevennomp

(12) I Pêr III, 8

(13) Aviel ar pempvet sul.

(14) Abostol ar 6° vet sul : Rom. VI, 5.

(15) ~~xxxxxx~~ Abostol ar 6° sul-Evit kompreñ komzoù St Paul diwar-benn ar Vadeziant, eo ret kaout sonj e tiskenne gwechall ar vadezidi en dour betek bezañ geleet hell gantañ : evel beuzet e veze ar pec'hed en dour.

ket sankañ d'an traon . "N'omp ket dieourion d'ar c'hig da vevañ hérvez ar c'hig; rak mar bevit hervez ar c'hig e varvfot; mar lazhit lusket gant Spered Doue, hennezh a zo bugel da Zoue "(16) .

Maro speredel eta, sakrifis, tan al loskaberz, puridigezh ret. Hogen a-us d'an doan emañ al levez, rak dija omp dasorc'h et gant ar gantañ en neñvou : " Mar domp bugale ez omp héréz iveau, héréz da Zoue a-unan gant Jezuz Krist "(17). Dija omp tremenet gant ar C'hrist er c'hloar hag e tieomp gouzout " ne varv mui ar C'hrist dasorc'h eus a douez ar re varv, an Ankou n'en deus ken mestroniezh warnañ"(18).

Ar mister-se a varv hag a vuhez, mister ar C'hrist, goude antren ennañ gant hor badeziant, e kendalc'homp d'e lidan ha d'e gas da benn gant Sakramant an Aoter. An oferenn eo ar Pask lidet ganimp. Pask ar C'hrist hag hor Pask, hon maro d'ar pec'hed hag hon dasorc'h d'ar garantez, hon tremen splannoc'h splannañ en buvez hag en klor ar Salver. Setu perak, goude gouelian sakramant an Aoter e Yaou ar sizhun gentañ, e tistro betek diw wech ar soñj anezhañ er sulioù-mañ. En eil sul : "Un den a reas ur banvez bras hag a c'halvas tud e-leiz" (19); ha c'hoazh d'ar 6° sul gant burzhud kreskidigezh ar bara : "Mar kasan anezho war yun d'ar gêr e kouezhint war an hent ". Ouzhpenn se, lennomp gant aked ar c'henbedennou goude komuniañ a gomz dimp ken mat er sulioù-mañ eus an treuzkas, eus an treuzneuziadur a dle oberian ennomp ar Sakramant : "Gant hoc'h obererez salvus, ra vimp da gement a zo reizh" (Kenbedenn goude komuniañ d'ar 7vet sul). Ha pelloc'h c'hoazh eget ar vuvez-mañ, ra vimp aozet dija evit an neñvou : "Aotrou, dre gement ho sakramantou, ra vimp bevaet ganto; ha puraet ganto, za vimp ragaozet evit ho trugarezioù peurbadus ". (Kenbedenn gomuniañ ar 4° sul) (20). Rak "an Doue a holl c'hrasou en deus hor galvet d'e c'hloar peurbadel en Jezuz Krist" (21).

Hor c'haret en deus an Tad : ar wirionez-se a dle splannañ warnomp "Gant kement-mañ eo en em ziskouezet karantez Doue en hor c'henver, dre m'en deus kaset e Vab unel er bed, evit ma vevimp drezañ. En dra-se emañ ar garantez, n'eo ket hor bije ni karet Doue, met En en deus karet ac'hanomp ha kaset en deus e Vab, evit ma veze aberz a zic'haou evit hor pec'hed... Ha ni hon eus gwelet hag e testeniemp en deus an Tad degaset e Vab da vezan Salver ar bed ... Ni avat karomp anezhañ dre m'en deus e-unan hor c'haret da gentañ "(22).

Hogen penaos karout an Tad, nemet dre lakaat ennomp mennadoù kal n Jezuz. Ha sed e vennadoù : dreist pep tra, an emro d'an Tad hag iveau ar gasoni oush ar pec'hed, an drugarez e-keñyer an dud. Eus an Tad betek an nesañ, eus an nesañ betek an Tad, setu m'hou eus da vont bepred eus un eil penn d'egile; rak er C'hrist en em gevre pep tra, en em groaz pep karantez, hep na c'hellfemp tennañ neudenn ebet eus ar wiadenn, kuit a zrasterezh. Rak kabut an nesañ gant ar

(16) Abostol an eizvet suh: Rom. VIII, 12-13-Sellit iveau oush abostol ar 7° sul, a zo en hevelep sonjou.

(17) Abostol an 8° sul

(18) Abostol ar 6° sul.

(19) Evel just an aviel-mañ a dalv da venegin meur a dra all; dreist-holl antre ar Bagad en Iliz, evel ma welimp pelloc'h.

(20) Sell. oush kenbedenn-ginnig an eil sul-

(21) Abostol an 3° sul-I Per V, 10-

(22) Abostol ar sul Kentañ. I Yann IV, 9-10, 14, 19.

C'hrist, teurel a bep seurt fruezh a vadelezh eo ober youl an Tad, ar youl santel-se hag a dleomp en em rein' dezhi a galon : "N'eo ket ar re a lavar din : Aotrou, Aotrou, a yelo e-barzh rouantelezh an neñvou, Met an hini a ra youl va Zad a zo en neñvou, hennezh a yelo e-barzh rouantelezh an neñvou".  
 (23) Ar C'hrist En, en deus peure'hraet youl e Dad, kaset da benn kement en devoa d'ober : sentus eo bet betek ar maro ha maro ar groaz, ha setu perak an Tad en deus e adsavet ha roet dezhañ ur c'hloë a zo a-us da bep klor. Ar wirionez-se hag he deus splannet dirazomp, displeget en he hed, gant gouelioù ar Pask eo a zo adveneget dimp endro gant Sant Paol, amañ berroc'h hag en ur stumm diaesoc'h : "O ervel evit ar pec'hed, emezan, eo maro ur wech hepken; met o vezan bev, emañ o vevan evit Doue". Ha ni iveau en hevelep doare, e tleomp mervel d'ar pec'hed evit bevan d'an Tad, en Jezuz Krist hon Aotrou (24). Hor Pask, hon tremen, a zo mont d'an Tad, mont en e youl evit mont en e glod, en e youl boanier, en e glod laouen, gant Jezuz, evel m'en deus graet Jezuz .

Sed a recomp dre sakramant hor Pask, dre an Aoter. Pedenn-veur an oferenn a zo dimp kouviadenn hor Salver da vont gantañ dindan lusk ar Spered Santel da veulin an Tad eveltañ : "R'sevet hon eus ar Spered a advabalezh hol laka da youc'hal : Abba, Tad "(25). Ar Spered Santel eo an Hini a genm ar bara hag ar gwin e korf ha gwad Jezuz: en hevelep doare, dre nerzh ar Spered, e tie hor mennadoù bezan kemmet hag hor buhez dont da vezan unan gant hini ar C'hrist .

Karout an Tad, ober e youl, deskomp hen gouleñn digant an Tad e-unan, ma río dimp skoazell vat e Spered, deskomp hen gouleñn dre genbedennou-digor ar sulioù-mañ : "Doue hag a zo nerzh ar re a spiennoc'h, selaouit madelezhus hon daspedennou, ha peogwir ne c'hell hor gwanded varvel netra hepdoc'h, gratait dimp sikour ho kras, ma sevenimp ho kourc'hemennoù, en doare da blijout deoc'h a youl hag a ober" (Kenbedenn digor ar Chentañ Sul). Hini ar 5° sul : "Doue, C'hwi hag hoc'h eus aozet d'ho kadurion ar madoù diwelus, enskuilhit en hor c'halonou an doug d'ho karout, evit m'ho karimp e pep tra ha dreist pep tra, ha ma c'honezimp dre se ho promesaou a zo a-us da gement c'hoant ". Hini an 8° sul kaer-kenañ : "Gratait dimp ni ho ped, Aotrou, bepred ar spered da soñjal kement 'zo reizh, hag ouzhpenn-se d'e beurober; ha pa n'omp-ni ket evit bezan hepdoc'h, ra c'hellimp iveau bezan hervezoc'h ". Pe c'hoazh en eil sul, e c'houleñnimp digant an Tad : "kaout war un dro doujañs ha karantez evit e ano santel"; hag e lavarimp er 6° sul : "Lakit don en hor c'halonou karantez hoc'h ano, ha gratait dimp kreskin er relijion". Petra eo karout an Doue ha kreskin er relijion, nemet lakaat hor c'halon da youc'hal gant ak beleg er bedenn-veur : "Ya, dellezek ha just evit gwir, reizh ha salvus eo ma rentfemp-ni bepred hag e pep lec'h grasou deoc'h; Aotrou Santel, Tad holle'halloudek, Doue peurbadus". Ar veuleudi eo frond an ene, barr ar garantez, ar

- (23) Aviel ar 7° sul. Notit e vez implijet un hevelep lavarenn evit merkan hon dever d'ober youl an Tad ha da vevan en peoc'h gant ar vreudeur : Mzh VII, 21, ha Mzh V, 20. Ret eo ober an eil hag egile "evit mont e-barzh Rouantelezh an neñvou".  
 (24) Abostol ar 6° sul : Rom. VI, 10-11.  
 (25) Abostol ar 8° sul : Rom. VIII, 15 .

bedenn dreist-hini, ar bedenn ar oueziet gant ezañs frondus an acter. Rak pa lak ar belec d'an oferenn-bred al lestr-ezañs da vont endro, e lavar ar gwerzad-mañ eus ar Psalm 140 : "Ra save davedoc'h, Aotrou, va fedenn evel an ezañs : gorroidigezh va daouarn evel aberz an abardaez" Aberz an abardaez eo bet hini Jezuz war ar groaz en gorroidigezh e zaouarn astennet, hag eus e Galon Sakr e save war-du an Tad un ezañs a veuleudi. "Evit se on deuet d'an eur-mañ, a lavare Jezuz d'e Dad, ro enor d'az ano" (26). "Tad, deuet eo an eur, ro gloar d'ar lab evit ma roio da Vab gloar dit-te" (27).

Penaos eta goude en em unaniñ ouzh mennadoù Jezuz en e sakrifis, ne darzhfe ket hor mouezh en kanennoù a veuleudi d'an Tad : "Kanañ 'rin d'an Aotrou en deus graet vad din-me, ha telennañ 'rin da ano an Aotrou Uhel-dreist" (28). Kinnigomp ar C'hrist d'e Dad, ar C'hrist hag a zeu gant ar sakridigezh war an Aoter da vezañ hon aberz-ni, hon ostiv a veuleudi; ha neuze e c'helliñp lavarout en gwirionez : "Endro d'an acter e kinnigin en e delenn ur sakrifis a drivli; kanañ 'rin; psalm a rin d'an Aotrou" (29). D'an Doue a holl c'brasou, d'an Tad a drugarez hag en deus hor benniget en e Vab, hag a stard ac'hanoù war e galon ma tañvaiñp pinvidigezh ~~na~~ e garantez, "dezhañ klod hag impalaeriezh a gantvedou da gantvedou. Amen" (30). A gantvedou da gantvedou, rak ar garantez ne dremeno ket : "Trugarezion aq Aotrou a ganin da viken" (31). Ar veuleudi da glod beurbad an Tad ne dremeno ket : "Aotrou, va Doue, ho meulin a rin da viken" (32).

= .  
=====  
=

Savet omp betek askre an Tad, ha resevet hon eus digantañ pok ar Spêred. Ha setu ma tiskennomp war-du hol labourioù pemdeziek, evel goude an oferenn ez eomp e-maez an Iliz da zistreiñ d'hor buhez voutin. Goude bezañ adentanet ennomp ar garantez, hon eus da deurel frouezh en hon oberennoù. Ne vimp ken sklaved ar pec'hed, met servijerion an Doue bev, o kaout perzh dija en frankiz Doue, end-seun dre zoujan outañ.

Ha diwar reizhder hor buhez, e tevio santelezh diabarzh ar Rouantelez da greskiñ, ma paro dremm an Iliz d'an dud a ziavaez en he sked dedennus. Rak pa 'n em ziskouez an dremm sakr-se dindan neuzioù heugus ha divalo, eo en abeg d'hor pec'hedou ni, kristenion, d'he mastarañ ha d'he gwallañ ; ja lousaet he diavaezioù, ne wel ken an dud, an tan diabarzh a vev bepred koulskoude en he c'halon. Ur gwir vuhez kristen eo eta ar gwellañ abostolerez ; an dud hor barn diwar hor frouezhioù, honnezh ~~en~~ reolenn ar c'hoari : "Ur wezenn vat a zoug frouezh mat, har ur wezenn fall a zoug frouezh fall" (33).

(26) Yann XII, 27-28

(27) Yann XVII, 1.

(28) Kan komunion ar C'hentañ Sul.

(29) Kan Komunion ar 6° Sul. Sellit ouzh alleluia ha kan-kinnig ar 7° Sul : alleluia an 8° sul.

(30) Abostol an 3° Sul.

(31) Psalm 88, 2.

(32) Psalm 29, 13.

(33) Aviel ar 7° sul.

Ma venn eta an Iliz kreskiñ en diavanz, ma venn gonit tachenn, hag e venn, eo ret mat dezho ma kresco da gentañ holl en santelezh ar sev er brankou gant nerzh ha tan, penaos n'en em astennfe ket ar a rank santelaat. Youl an Tad eo ma vo galvet e-barzh Rouantelezh an never an abostolerezh en parabolenn ar banvez; goude nac'hadenn ar maez; kouviañ ar bee'herion a bep seurt, an dud vac'hagnet, an dud labour an Tad, e vez pedet reoù all : barnadenn grizh a soñjo eget karantez disprizet. Hor bezet aon na gouezhfemp en ur seurt barnadenn, ni tud ar broioù kristen, santelaet gant ar vadeziant a-dal hor ganedigezh, ni galvet arack ar re all; mar ne respontomp ket da Zoue, mar domp chalet hepken gant kudennou an douar hag ar plijadurion da dennañ eus ar vuhez-mañ, bezomp sur e vo dilamet kuit diganimp kantolor ar feiz d'e lakaat da sklerijennañ pobladoù all. Rak ret eo ma vo leun an ti. Ret eo ma'n em sanko ar roued en mor ar poblou, da dennañ er maez pesked a ruilhou (34). "Kae d'an donvor, Per, kas d'ar pellañ; rak eno e vo, pa blico din, da Vestr, pesketaezh burzhudusañ. Gortez hepken hep skuizh. Rak dont a raio an dud eus ar pevar avel da zebriñ bara va banvez ". Pevar mil a dud e oant er c'resk bara evit bezañ arouez holl bobladoù an douar : pevar a zo niver pevar c'horn ar bed ( ar pevar avel), ha mil, sin al liesegezh. Rak adalek ar sav-heol betek ar c'huzh-heoi, eme Doue, e vo bras va ano e-touez ar broadou, hag e pep lec'h e kinniger ezans ha profadenn c'hlan" (35).

Labour an abostolerezg a vo eta lakaat an Iliz da greskiñ hag en niver, hag en dachenn. Labour a garantez : rak gantañ e vo diskouezet d'an dud karantez an Tad ; gantañ e vo prouet karantez an abostoled. A-wechou e rankint reiñ betek o buhez. Hogen, mar serromp hor c'halonnou ouzh ezhommoù ar re all, ni hag hon eus puilhder ar madoù dreist-natur, mil gwech prizadisoc'h eget tra, daoust hag e chomo ennomp karantez Doue ? (36). Setu merket sklaer hon never da harpan ar misionou gant hor pedenn hag hon arc'hant d'an nebeutañ, merket sklaer hon never da visionañ en dro dimp en hor micher, en hor bro. (37). Met anavezomp peseurt spered a die bezañ hon hini el labour-se spered a drugarez, a hegarated, spered a levez dirak arackadennou ar feiz. Adlennomp en trede sul parabolenn an dañvad kollet hag an drakm dianket, ha goude-se eomp ni ives war enklask an ensoù gant un hevelep pasianted hag un hevelep trugarez.

(34) Aviel ar 4° Sul.

(35) Malaki, I, 11.

(36) Abostol an eil sul.

(37) Taolit evezh eo stag an eil never hag egile. Setu perak evel m'eo bet Pius XI, Pab ar misionou, eo bet ives Pab an obererezh katolik.

Alies e kerzh bioavez ar sulioù, e vez komzet dimp eus ar misionou, pa ne vije nemet er sulioù goude ar Romaned. Met amañ e kreiz ar sulioù diwar benn ar garantez, e kemer an dever-misionař ur splanner vammenn en kalon ~~XXX~~ Doue an Tad e-unan. Lavaret en eus ez eo ar garantez tra an Iliz da gentañ arack bezañ va zra-me, evelise ives, eo n'eo ket tra un urzh, na tra ur strollad, met ~~tra~~ ar Pab da gentañ. Da Bêr eo e lavar ar C'hrist teurel ar roued er mor, daoust m'o deus ives ar re all moarvat, roet un taol harp dezhan. D'ar Pab eo da ren, a c'hras hag a c'halloud, ar C'hrist hag a lavar d'e ebrestel : "Evel m'en deus an ~~Tad~~ va c'haset-me, ho kasan c'hwi ives".

Met ar garantez kristen a ya pelloc'h eget an dud. Lavaret en deus hor Salver d'an ebrestel mont da brezeg da bep krouadur (38). Ar Hell draou ar bed a c'houzañ poan hag a glemm o c'hortoz genel d'ur stad nevez. Dindan ar pec'hed emaint o servijout evel sklaved d'ar vreinadurezh. Deomp ~~XXX~~ daveto, kannaded ar c'helou mat, da gennenn lakaat da antren en urzh névez ar garantez.

Met peseurt tu da brezeg ar C'hrist d'an danvez ? Moarvat kaout doujans outi, evel ma rae sant Fransez pa salud an heol o lavarout dezhāñ : va breur, hag an evned : va breudeur. Ha pa'z implijomp an danvez, an tu da brezeg ar C'hrist dezhāñ, daoust ha n'eo ket e lakaat da servijout da vad an dud ? Levenez gant an danvez pa roomp eus hor madoù d'ar beorion. Levenez gant al louzou aozet evit pare ar c'hleñvedou. Levenez an kavadennou ar skiant pa droont da ziboan mab-den. Hogen ken aes e vezont stummet d'an distruj ha d'an drasterezh : pa darzh ar bombez eo garn an danvez dindan sklaverezh ar pec'hed, eo e c'harmadenn a venjans a-enep an den a glask e saotran.

Un deiz, e vo dieubet ar grouadelez ar sklavelez-se pe gentoc'h, hi an hini en em zieubo, evit tremen da frankiz mibion Doue. Pask an danvez a vo neuze, an deiz diwezhañ. Hag en deiz-se pa strako an tantad hollvedel, pa darzho ar bed kozh gant nerzh spouronus, e ve an danvez o terrin e chadennoù ; pa bulluc'ho gant konnar ~~sakramantoù~~ savadurioù ar pec'hed, e taolo an douar d'an holl stered ur youc'hadenn a levez.

Met dija ar C'hrist en deus galvet an danvez d'ar santelezh. Krouet en deus ar sakramantoù. Karget en deus an dour, an eoul, ar bara, da zegas dre ar bed pinvidigezhioù an neñv, ha madelezhoù Doue. Moarvat ne gomprenomp ket awalc'h trugarez Doue e-keñver an danvez. N'hon eus ket kalon Doue. Trugarez Doue ouzh an traou evel pa vije un doare emskiant enno. Adlennit Sant Paol, ken souezhus eo : "Ar grouadelez betek-henn, emezañ, a c'harm hag a c'houzañ poan gwilioud". Met setu bremañ dasprenet an dour pa servij er vadeziant da walc'hiñ an eneoù, setu bremañ santelaet an eoul pa zegas nerzh ar Spered Santel, setu sakret ar bâra pa dro da gorff ar C'hrist.

Ha klevit da respont karantez an danvez ouzh Doue. Klevit ar veuleudi a sav war du an neñv; eus ar bara hag ar gwin deuet da vezan̄ ar sakrifis a zo ennañ pep dudi, eus an ezañs p teviñ, eus ar mein kizellet o vezan̄ skrin an aoter ; eus an ograou o seniñ gant holl vonezhioù ar bed .

Komprenomp neuze kalon an Iliz pa skuilh he bennozhioù gant largentez war loened ha trac'h a bep seurt, pa fell dezhi kenderc'hel sonj doueel ar sakramantoù, o c'hervel pep tra da gan an Tad gant he lide-rezh ha gant an Arz kristen .

A, an arz kristen, n'eo ket tra dister na dirak an Iliz, na dirak Doue ? Iliz arzourez : Evidout eo an arz iveau evel ur sakramant, o skeudenniñ an neñv hag o c'hervel d'an neñv, ur gomz o tont dimp eus ar C'hrist ewit distrein d'ar C'hrist. Tisaverezh, liverezh, bennigomp an danvez marv. Hag ouzhpenn an danvez marv, bennigomp an danvez bev, hor c'horfoù, har arziou ar c'hoaf, hag ar ~~taftazi~~, hag ar varzhoniezh hag ar momantoù. Ar C'hrist hon eus da brezeg da bep tra. Met kollet hon eus spered ar bennigadurioù. Ha n'ouzomp ken klevout garn an holived d'ur vuhez klousaet. Ar bed da zont, an douaroù nevez, n'ouzomp ket petra 'vezint. Ha koulskoude dija, gant an arz kristen, hag-en n'eo ket treuzneuziadur ar bed, hag a lidomp ?

=  
=====  
=====

Karantez, penaos kanañ da veuleudi, rak brasoc'h out eget ar bed, hag an amzer, ken bras ha diventelezh ha peurbadelezh Doue. Karantez, o kehstagañ an douar gant an neñv, evel diri; ra savin ganit betek an uhelan, da heul nij entanet sant Paol, en deus lezet dimp er e'homzoù-mañ evel Elia gant e vantell d'e ziskibl, un dra bennak eus e spered : "Pep tra 'zo di p, ha ni d'ar C'hrist hag ar C'hrist da Zoue" (31). Amen

Gouhere 1947

=====  
(31) Abostol ar 4° sul.

## AR C'HRAS HAG HON DAREMPREDOU GAN AN TRI-PERSON-DOUE

Na dlempet ket eto (hervez Abestolou ar Sulioù goude ar Pantekost) que an Dreinded. Ar C'hras eo oostet eus an tri Person-Doüe er c'herz eo an Tad o tenezeniñ dimp. Ar C'hras eus ar boan er Spered ouz ezh' ebet en oost. Na reizhet avise eo oost gant ar vugale.

Ar C'hras a zo unan eus ar pennwirioneziou ne oar ken ar gristenien a-vremant netra diouti. A-vec'h ma kreder ober meneg anezhi er gador-brezeg, ken don ez eo act e penn an dud ne dalv ket ar boan klask kompreñ un dra bennak enni. Piw n'en deus ket soñj eus ar gentel katekiz ma komzed enni eus ar C'hras, hag a oa an arabadusañ holl, gant geriou bras ha termenadurioù soutil. Evit ar re desketoc'h eu war o relijion eo soñj un dorn-levr bennak, lec'h maz oa gwasoc'h c'hoaz an traou, gant dispiegadurioù soutiloc'h c'hoaz.

Di - Neizout a reer neuze pegen bras an droug he deus graet ar Feizdoueoniez difetis pa ne fell Dezi bezan nemet difetis, ha sellou ouz ar c'hras diouz sklerijenn ar voudoniez hepken (1).

Deuet eo ar Feizdoueoniez difetis-se a-benn da c'houlonderiñ soñj ar C'hras eufkement ton bev a zo enni. Rak n'eus nemet digerien an Avielou hag an Lizerou evit gwelout ne 'n em ziskouez ket ar C'hras en diavaez d'an Tri Person eus an Dreinded, na distag diouto pouez o personelezioù a zo enni, dreññ o madelezioù en hor c'heñver en em ziskuïlh ganti. Kement gras, pe gras-santelaat pe gras-oberiañ e vefe, a zo neuze donezon a-berz an Tad, unvanidigez hon eneoù gan ar lab, labour ar Spered santel ennom. Pep gras a zo buhez Doue o tont d'hen buheziñ. N'eo ket kement-se un dra, met personelezioù o kaout darempred ganimp, o chomp ennom da vevañ ganimp o buhez-int. N'eo ket un dra, met buhez, nerz, karantez, holl splannerioù Doue e-unan, pinvidik, fetis.

Mar plijfe dimp en em lakaat dindan ar sklerijenn-se a zo hini Diskuliadur an Aviel, ne vefe ket moarvat ken diaes-se dimp kompreñ misterioù ar c'hras? Ha ne gav ket d'an Iliz e vefent ken diaes-se da gompreñ, pa fell d'an holl abestolou goude ar Pantekost denc'hel ganto.

(1) Evit ar Feizdoueoniez difetis ne seblant ar c'hras-santelaat kaout d'arempred n'eo gant an tri Person-Doue, nemet evel a-choude un tammig war ar marc'had. Ar c'hras eviti a zo da gentañ un doare en ene, un advoud dreistnaturel enni. Sellet e vez an traou da gentañ war dachenn ar voudoniez. Ne vez ket sellet ar c'hras evel gras, da lavarout evel o tont eus an tri Person, evel an tri Fersoù-unan o 'n em reññ dimp. Er c'hontrol, stagañ a ra gant ar pez a ar c'hevriñusañ, an digompreñusañ; penaos e teu natur-Doue da veza kenloedenet dimp, hag eno en em goll pe dost.

Evit ar chras-oberian eo gwasoc'h c'hoaz, rak diskuezet e vez evel ur skoazell a-berz Doue hep darempred gant an tri Person. E lizerou St Paol ez eo disheñvel a-grenn ar sellad : gwelllet e vez ar c'hras-oberian evel stag ouz ar c'hras-santelaat, hag evel o t eus an tri Person.

He dleomp ket eta sel out ouz ar c'hras en diavaez d'an tri Feison eus an Dreinded. Ar C'hras eo doare o darempredou gant hon ene. Ar C'hras eo an Tad o tonezonin dimp, ar Vab ouz hor c'hemer en e zalc'h, ar Spered Glan oc'h ober ennomp. Ha gwelet evelse eo ar c'hras ar vuhez kristen hec'h-unan .

## I DONEZON DIGANT AN TAD

Donezon an Tad eo da gentañ-holl e Vab e-unan, rak gant ar Vab hag en abeg d'ar Vab eo hon eus resevet pep donezon all. Ennañ hon eus resevet pep gras ; Trugarekaat a ran va Doue evidoc'h, eme St Paol, en abeg d'ar c'hras doueel a zo bet roet deoc'h e Jezuz-Krist, rak ennañ hoc'h eus resevet pep pinvidigez, pep skiant " (18 vet sul) Diskouezet eo bet madelez an Tad o vezan m'en deus kaset e Vab war an douar da vezaf hor Salver . " Doue ( an Tad) eo an Hini en deus hor c'haret da gentañ, En hag en deus kaset e Vab da vezan dic'haou evit hor pec'hedou ... Gwelet hon eus-ni, hag e roomp testeni en deus an Tad kaset e Vab da Salver ar bed " ( I an sul) .

Ha peseurt silvidigez a ro dimp an Tad en e Vab ? Bezañ dieubet eus ar pec'hed, ha kaout e vuhez ennomp. Mar karomp Doue hag an nesañ e chom Doue ennomp ha ni emnañ . Neuze an Tad en em ro dimp oc'h ober ac'hant en advibion. En em reñ a ra dimp gant e natur-Doue evel m'en em ro d'e Vab a holl-viskoaz o c'henel anezan en e beurbadelez. Ha perak en em ro evelse dimp ? Dre ma kredomp en e Vab, dre m'en em stagomp outañ gant ar feiz, dre ma reomp neuze unan gantañ " Kement hini a anzavo ez eo Jezuz mab Doue, e chomo Doue ennañ hag en en Doue " (I an sul) .

Goude bezan rpet dimp perz en e vuhez, e rao'an Tad dicouz he c'hreskiñ ennomp. Kennad an Tad eo urzian pep tra er bed da sevel eneoù 'zo betek an uhelañ . En abeg da se en deus permett ar pec'hed an tentaduriou, ar reuziou, pep seurt. N'eus netra hag a c'hoarvez anez e youl, netra en diavaez d'e rakwelerez ha d'e vadelez. " Leal eo Doue, n'ho lezo ket da vezan tentet dreist d'ho nerz, met gant an tentadur e tegaso skoazell ma c'hellfot derc'hel " (9vet Sul) . An Tad n'eo ket gaouiat, roet en deus dimp e Vab ha n'eo ket un touell: "Fiziañs hon eus en abeg d'non Aotrou Jezuz e vo kaset e labour mat da benn gant an Hini en deus kroget d'ober ennoch evit deiz ar C'christ Jezuz " (22 vet sul) . E youl eo ma kresko e c'hras ennomp gant an oberou-mat, gant gwelloc'h anaoudegez eus ar misteriou sakr. Gortezomp gant pasianted ha bezomp laouen en hon enkreziou ( 24 Vet sul) . " Doue an holl c'hrasou hag en deus hor galvet d'e c'hoar peurbadus en Jezuz-Krist, goude nebeut a drubuilhou dimp, hor c'hasc betek ar penn hag a rao dimp nerz ha stabilded " ( 3 e sul)

Ar stabilded-se eo gloar an neñv lec'h ma chomimp en diavaez d'ar pec'hed ha d'ar maro, o tañvañ dizolo splanneriou Doue . "Gras Doue eo ar vuhez peurbadei en Jezuz-Krist hon Aotrou " (7vet sul) . O vezan advibion an Tad, ez omp iveau e hêred, ha kenhêred gant ar C'christ. ( 8 vet sul) . An Tad en deus hol lakaet da gaout perz en herez ar Sent er sklerijenn. Tennet omp bet eus galloud an denvalijenn, n'omp ken dindan dalc'h Satan, met tremenet e rouantel e Vab muiañ-karet .

En l'anggouez et n'emp ar C'christ e gloar levezh horvez ar C'christ.

Hag en deiz Jezuz-Krist, pa zeuio gant galloud da varn ar re vev hag ar re varo, pa raio an disparti etre rouantelez du an diaoul wai an tu kleiz, hag e rouantelez a sklerijenn war an tu dehou, e vo ana d'ar bed ez omp bet salvet ha pinvidikact en Jezuz-Krist ( 24 vet su Gortozomp eta an deiz-se gant fizians, rak un deiz a drec'h bras e vo evit rouantelez an neñv, rak en deiz-se e splanno " frankiz skedu bugale Doue " ( 4 e sul) . Ne vo ket hepken levez evit hon ene, met lugerniñ a raio iveau dasprenadur hor c'horfou : " Gortoz a reomp hon Aotrou Jezuz Krist a adstummo hor c'horf izel bremañ, d'e heñvelaat ouz e gorf lugernus, hervez ar galloud en deus da lakaat pep tra da sentiñ outañ" ( 23 vet sul) . Ha gant hor c'horfou e vo dasprenadur pep danvez : ar bed krouet kouezet en ur stad reuzeudik a c'hortoz eñ iveau e frankiz, an deiz ma krouo Doue douaroù nevez ha bedou yaouank evit eurvard e zibabidi ( 4 e sul) .

Gras an Tad n'eo ket tra dister ; o vezan enni pep madelez evit ar spered har ar c'horf. Strivomp eta d'hec'h anavezout gwelloc'h : " Va breudeur, ene St Paol, ne bauezañ ket da bediñ ha da c'houleñ eridoc'h, ma vo leun hoc'h ene gant anaoudegez youl Doue ( an Tad ) e pep furnez ha skiant speredel "( 24 vet sul) . Rak honnez eo ar vuhez, anavezout mennad an Tad, ha diwar ar feiz-se rentañ meuleudi dezañ.

## 2 UNANIDIGEZ GANT AR MAB

Ne domp advibion d'an Tad nemet en e Vab enkorfet. Diskennidigez ar Mab er bed a zo ret d'ar c'hras da vezan roñt dimp. Ar Verb a zeu er bed-mañ da gemit pep tra dindan e zomani, dreist-holl da gemit en e zalc'h an holl eneou, Aeled an neñv ha tud an douar. Ar re a zo unan gantañ, ar re-se a zo santelaet. Ar re avat ne fell ketdezo en em unaniñ gantañ, n'hellont ket bezan santelaet. Enkorfidigez ar Verb a zo gwaniez ar Mab gant ar Grouadelez a-bez. Ha setu perak n'hall ken an Tad gwelout ar Grouadelez nemet en e Vab, evel ne c'hell ken gwelout nemet gant konnar ar re ne fell ket dezo en em stagañ ouz Jezuz Krist, Aeled pe dud. Peurliesañ ne gomprener ket enkorfidigez ar Mab en un doare ledan awalc'h, evel abeg pep gras evit Aeled an neñv ha tud an douar ; an Tad ne c'hell hor c'haoret evel mibion nemet en e Vab, nemet en abeg dimp dont da vezan unan gantañ, nemet en abeg dimp dont da vezan en un doare bennak un hevelep person gant e Vab. Ac'hano e veizer ez reiz e resevimp seul vrasc'h gras digant an Tad ma vezimp unanet muioc'h gant Jezuz-Krist .

Diwar ar menoziou-se e komprener perak e talc'h St Paol da gomz kement all eus hon unanidigez gant Jezuz Krist. Pa gomz eus donezenou an Tad en hor c'heñver e tistro pep gwech dindan e bluenn al lavarenn : " En Jezuz Krist " misteriou Jezuz Krist a zo hon misteriou. Ha lezenn vras hon dasprenidigez eo kement-mañ : pez a c'hoarvez da Jezuz Krist en e gorf a dalv evidomp war dachenn an ene. Gantañ ez omp maro d'ar pec'hed, ha gantañ e kavomp an advuhez En abeg d'e varo ha d'e zasorc'h hon eus perz en buhez doueel e ene-den, hag e wevomp evit meuleudi an Tad ( 6 vet sul) . Er C'hrist eo e teuomp da vezan hñeret an Tad, emañ e resevomp perz en natur-Doue, o c'hortoz ma kouezo ar jouel a guz c'hoaz d'hor spered ar vezans divent-se .

Ha peogwir ez omp er C'hrist e tleomp bevañ hervez ar C'hrist.

"Ar re a zo eus ar C'hrist ~~xxixxxxxxx~~ & deus kroazstaget o c'horf gant e wall-dechou hag e c'hoantegezioù" (14vet sul). Bevañ a dleomp ober diouz spered ar C'hrist o kas da benn e lezenn, n'eo ken gouec'hemennou danvezel an Testamant koz, met al lezenn a garantez (15 vet sul). Gwiskañ ar C'hrist a zo d'ober ~~en~~ a zo an Hini en deus an Tad krouet anezañ er reizder hag er santelez wirion (19 vet sul). Gwiskomp ar C'hrist hag e resevimp bennoziou an Tad rak n'eus nemet e Verb a blij dezñ. Gwiskomp ar C'hrist evel ma reas Yakob a generas gwiskamant ha neuz ar bjur henan da resev bennoziou e dad Isaak : kement se 'zo c'hoarvezet gwechall, eme St Aogustin, dre hañvaladur.

Rak piw eo ar C'hrist ? Meuleudi an Tad. Verb Doue er beurbadelez eo ar ganenn a en em gan an Tad en diabarzh e natur-Doue. Ar Verb enkorfet eo ar ganenn a veuleudi a en em gan an Tad en diavaez e natur-Doue. Evit petra eo deuet ar C'hrist ? Evit seveniñ meuleudi an Tad. Ha ni, mar domp d'ar C'hrist e tleomp rentañ iveau grasou d'an Tad. An Eukaristia, ar rentañ grasou d'an Tad eo Testamant Jezuz : "Grit kement-mañ en soñj ac'hanoñ". Setu perak ez omp pedet gant St Paol da "rentañ grasou da Zoue an Tad evit pep tra en ano hon 'otred Jezuz Krist" (20 vet Sul). Faolit evez ouz ar c'herienn "en ano Jezuz Krist" a zo da gemer en he ster krefivañ, da lavarout eo "en ~~un~~ person Jezuz Krist, a-unan gantañ". An Tad a glask azeulerion en ~~un~~ spered hag en gwirionez. Bezomp eta leun a fruezioù a reizder en Jezuz-Krist evit gloar ha meuleudi an Tad (18 vet sul). Rak dezñ eo dileet ar c'hlod en Iliz hag en Jezuz Krist, gant ar pried hag ar bried unanet en un hevelep karantez, evit an holl remziadoù, a gantvedou da gantvedou" (16 vet sul). Setu ma tosta deiz Jezuz Krist, hervez galv ar bried etrezek ar C'hariad "Deus". Setu ma teu deiz ar ganenn peurc'hraet, ma 'n em ginnigo ar C'hrist d'an Tad gant e Rouantelez klok da lidan e veleudi, a gantvedou da gantvedou (1)

### 3 LABOUR AR SPERED SANTEL

Donezon an Tad eo e Vab Jezuz Krist hon eus ennañ pep bennoz ha santelez, met iveau ar Spered Santel a zo donezon a-berz an Tad ha ar Nab da vezañ ennomp nerz hag obererez dreistnatur. L'heller ket konz eus ar c'hras hep komz eus ar Spered Glan. Rak eo an hini a grou ennomp ar c'henlodennadur-se d'an natur-Doue a zo buhez-Doue ennomp ; hag en eo an Hini a labour goude-se da lakaat ar vuhez-se da frueziañ en oberou. Evitañ da vezañ re ankounac'haet, eo bras roll ar Spered en hor buhez doueel, bras e roll e santelidigez an eneoù hag e buhez an Iliz. Hi en Iliz hag a oar sekredou Jezuz n'eo ket souez e plijfe desi hen adlavarout en amzer-mañ goude ar Pantekost hag a zo amzer ar Spered Santel. Dre voneuz ar Skritur sak hag an Iliz eo Spered Jezuz en em ro da vezañ anavet, ma klevo gant esmae an eneoù a gar selaou e vouez.

(1) Ur wech c'hoaz, kehelerez gwirion ar Galon Sakr a zo antren en e garantez evit e Dad, o vezñ gantañ ur veuleudi d'e Dad dindan lusk ar Spered Glan. Setu pez a c'houenn-en diganiimp hag a dleomp sevelin drist-holl gant an oferenn. Hevelep tra evit kehelerez Kalon dinamm Vari.

Mar n'eo ket ar C'hras enni hec'h-unan hep keñver start gant an tri Ferson eus an Dreinded, n'eo ket kennebeut all krouidigez ar c'hras ennomp hep darempred resis ganto, dreist-holl gant ar Spered ar gelennadurez-se damveneget da vihanañ en hon abostoloù er c'hentar sul, dindan bluenn Sant Yann : " Gant kement-mañ emezañ, e ouzomp e chomomp en Doue ha ni ennañ, dre m'en deus roet dimp e Spered " Mar ne vije ket bet eus ar Pantekost, ne vije ket diskennet oberour ar c'hras en hñ eneoù, met gouzout a reomp eo deuet hag en deus an Tad roet anezañ da vezañ micherour hon santelidigez. " Al lizer a laz, eme St Paol, met ar Spered a ro buhez " ( I<sup>e</sup> vet sul) Al lizer eo an Testament koz, ar Spered eo an Testament nevez gant donezon ar Spered Santel/.

Goude krouifñ ennomp ar c'hras-santelaat, e raio ar Spered Santel diouz ma kresko ennomp ha ma taolo froucez plijus d'an Tad. Eñ eo an Hini a lusk ac'hanomp davit ar mad : " Ar re a zo bountet gant ar Spered Santel, ar re-se a zo bugale Doue " ( 8 vet sul). Na serrit ket eta ho kalonoù d'e vouez, na harzit ket ouz e c'houlenn. Met pedit anezañ da zont d'ho harpañ. Na gontomp ket warnomp hon-unan d'ober un dra santel bennak, rak hep obererez ar Spered Santel ennomp, n'hellom netra : " Den ne c'hell lavar ut : Aotrou Jezuz, nemet dre ar Spered Santel " ( 10 vet sul). Gantañ avat, e c'hellomp pep tra, mar d'omp sentus da vihanañ. " Dre c'hras Doue, eme Sant Paol, ez on þar pez ez n. met e c'hras n'eo ket bet didalvez ennon " ( II<sup>e</sup> vet sul) En em lezomp eta da vezañ lusket gant ar Spered gag e taolimp a bep seurt froucez saourus : " Frouez ar Spered eo ar garantez, al levez ar peoc'h, ar basianted, an habaskted, an doustern h.a." ( 14 vet sul)

Taolit evez ouz al lavarenn implijet gant St Paol : " Frouez ar Spered ". Degas a ra soñj eus skeudenn ar wezenn a gresk o teur el froucez. An oberou mat er vuhez kristen n'int ket en diavaez d'ar c'hras-santelaat krouet ennomp gant ar vadeziant; n'int nemet ar vuhez-se hec'h-unan o 'n em zisplegañ, o 'n em astenn hervez an nerz-diabarz a zo enni. Sellout ouz an oberou kristen, ouz ar sentidigez d'ar gourc'hennou en diavaez d'ar sellad-se a zo ur fazi bras ha drastus meurbet. Un ene kristen n'hall ober un dra vat bennak nemet e vefe froucez ar c'hras ha labour ar Spered Santel enni ; mar n'eo ket labour ar Spered santel enni, ne dalv mann ebet. Pep tra n'en hor buhez kristen a zo da lakaat dindan ar sklerijenn-se .

Met kendalc'homp gant skeudenn ar wezenn. Mar ne daol ket bronsoù, delioù, bleunv ha froucez, e vev ar wezenn ; ne vev nemet diwar greskiñ hag ober. Ar c'hras a zo ennomp ur seurt vuhez : chom hep kreskiñ, chom hep labo rat a zo disteraat, hag a benn ar fin mervel.

Skeudenn ar wezenn a sklera iveau kudenn an dellid. Ar dellid ne zeu ket evel eus an diavaez ; n'eo nemet emastenn ar vuhez a zougomp ennomp.

Erfin, ez eus c'hoaz d'ober an eveziadenn-mañ. Ar c'hras-oberiañ n'eo ket ul lusk a zeufe dimp eus an diavaez, evel ma vefemp techet da gredin diouz dispiegadurioù ar feizdoueoniez difetis. Ar c'hras oberiañ a zo bount ha nerz-diabarz. N'eo nemet ar vuhez a zo ennomp hag a glask frouceziañ. Hag ar vuhez-se eo labour ar Spered Santel ennomp. Eñ eo an Hini a glask ennomp frouceziañ .

6

Adleppnomp St Paol hag an testennou degaset da Abostolou, da welout penaos e vez sellet bepred gantañ war un hevelep linenn soñj, ar c'hras-santelaat hag ar c'hras-oberiañ ; ar c'hras-santelaat hag he a zo bepred donezon digant an Tad, unvaniez gant ar Mab, obererez ar Spered Santel .

An Abostolou pa gomzont eus ar c'ras en ene pep kristen, a gomz war un dro eus mad ar c'horf-kevrinus a-bez hag eus unvaniez ar c'horf-se. Rak n'eus gras ebet na vije roet dimp war un dro evit hor mad hag evit ar re all. N'heller ket dispartiañ ur c'hras roet evit (gratum faciens) N'heller merkañ an disparti-se nemet en difetis. War da bep hini bezan̄ da gentañ pe an eil pe egile, dacus

Setu perak pa labour ar Spered Santel ennomp evit hor c'hreskenni e: c'hras, e labour war un dro evit kresky ar c'horf kevrinus a-bez. Reñ a ra da bep hini hervez ma kar, evit mad pep hini hag evit mad an holl. An hevelep Spered eo a labour bepred. Petra bepred a resevom digantañ, pe galloud ar burzudou, pe burutellerez ar spredou, pe karisma ar prezegerez, an diouganerez, soñjomp ez eo " an holl c'hrasou-se, labour un hevelep Spered a rann gant pep hini hervez ma kar " ( 10 vet sul) . Soñjomp ez omp holl un hevelep korf ; ha mirom unander ar Spered, da lavarout eo/taolomp evez ez eo an ~~MME~~ hevelep Spered Glan a grou ennomp un hevelep buhez, hini ar C'christ, da lakaat hon eneoù da frouezioù evit meuleudi un hevelep Tad ( 17 vet sul) .

Peseurt labour a raio ennomp ar Spered Santel ? Reñ lañs ha kresk d'an teir vertuz doucel, ar feiz, ar spi, ar garantez, ha ganto reñ flamm da bep vertuz all.

Gant ar feiz e stago muioc'h mui hon ene ouz Jezuz " Dre ar feiz e chom ar C'christ en hor c'halonou " (16 vet sul) . Rak ar feiz a zo asant da gomz ar Verb, ar feiz a zo anaoudegez ar C'christ (11 vet sul) Dre an asant-se dre en anaoudegez-se eo e teu dimp gras an Tad : gras an Tad a zo feiz en Jezuz Krist (13 vet sul) .

Gant ar spi e lakaio ar Spered Santel en hon enenoù hiraez d'an neñv ha, war un dro, ur fizian̄s start hor bezo ar c'hrasou-skoazell ret evit-se. Diskuliañ /a zaio dimp madelez an Tad a ro dimp bezan̄ nerzekaet gantañ e-unan, Spered Santel, da zont da vezan̄ muioc'h-mui den a-ziabarz (16 vet sul). Sellit iveau an testennou hon eus meneget dija eus an 3 e sul hag an 9 vet sul). Reñ a raio dimp kompreñez eo ezuz Krist dasorc'het un abeg divrall d'hon fizian̄s, an arrez roet dimp gant an Tad eus e vadelez en hor c'heñver hag eus hor c'hloñ da zont. " Dre Jezuz Krist eo hon eus ur fizian̄s ken bras en Doue" (12 vet sul). Erfin e tisklerio dimp ez eo Eñ e-unan an nerz-se hon eus ezom anezan̄, nerz hag a zo ennañ pep galloud, pep douster, pep frealz, pep flamm.

(1) Notit penaos er skramantou ne vez roet ur galloud-oberiañ, belegiez da skouer, nemet gant un titr d'ur c'hras santelaat brasoc'h. An abostolerez hag ar santelidigez a zo kenstag, ar santelidigez o vezan̄ ret evit an abostolerez, hag an abostolerez o tieout degas ennomp kresk ar vuhez spredel. Mar ne c'hoarvez ket evelse er gwirvoud n'eo ket dre fact ar c'hras, met en abeg d'hon youl fall.

Ar Spered hor c'haso pelloc'h c'hoaz betek ar garantez hag a zo mammenn pep vertuz ali. Deskiñ a raio dimp sentiñ ouz ar c'hentañ gourc'hemenn hag ouz an eil par d'ar c'hentañ.

Diskouez a raio dimp n'hellom̄ ket karout Doue hep karout hon nesañ. " An hini ne gar ket e vreur pa wel anezañ, penaos e c'hellef Doue, pa n'e wel ket. Hennez eo ar gourc'hemenn hon eus digant recomp̄omp̄ tremenet eus ar maro d'ar vuhez dre ma karomp̄ hor breudeur Zoue .

St Pêr, en, a verko dimp en abostol ar 5 vet sul, pere eo oberou ar garantez-se : " Bezit holl unanet er bedenn, emezañ, leun a ~~XXXGAXXX~~ druez, a garantez, a vadelez an eil evit eile ... o reciñ bennoz, rak galvet oc'h bet da kement-mañ : perc'hennañ ar wennoz da herez " / kement hon eus resevet, pe madoù an natur, pe madoù ar c'hras, az zo evit hon goniad, met ives evit goniad ar re all war un dro. iromp̄ soñj bespred ez emp̄ ur c'horf, korf kevrinus an hevelep Jezuz Krist, lasket gant an hevelep Spered, evit karout an hevelep Tad ( 17 vet sul )

Evit se denvaomp̄ hor c'horf, rak sevel a ra a-enep̄ kement a zo spered ennomp̄ : " M'omp̄ ket dleisureon d'ar c'horf da vevañ hervez ar c'horf, mar bevit hervez ar c'horf e varvfot, met mar lakin da verval ennec'h oberou fall ar c'horf gant ar Spered, e vevfot "(8 vet sul) " Rouezioù ar Spered a zo ... diantegez, glannded ... Ar re a zo da Jezuz-Krist o deus kroazstaget o c'horf gant e c'hoantegez hag e youl fall " (14 vet sul) .

Neuze distrob dicouz liammoù ar maro, ha gonezet ganimp̄ ar frankiz speredel e c'helliñp̄ bevañ da Zoue an Tad. Rak ne dalv kement emziouer nemet evit dizout ur vuhez kadarnaat. Setu ma c'hello bremañ ar Spered deskiñ dimp sekredoù Kalon hor Salver, hag hol lakaat da gom-preñ gant an holl sent, pegen ledan, pegen hir, pegen uhel, pegen don eo karantez Jezuz Krist, da lavarout eo anavezout ar garantez-se en deus diskleriest Jezuz d'e Dad en e Basion, karantez a zo en tu hont da skiant amb-den, hag a zo evidomp̄ mammenn a leunder speredel (L- vet sul). Karout an Tad gant e Vab, hervez e Vab, setu da betra ez emp̄ kouviert gant ar Spered. Rak " n'eo ket ur Spered a sklavelez hon eus resevet evit sentiñ gant son, met Spered an advabelez a yous'horp̄ ennañ, Abba, Tad. Ar Spered e-unan a ro testeni d'hor spered ez emp̄ ribion Doue " (8 vet sul). Mar karomp̄ an Tad, penaos ne skuilhfe ket ennomp̄ puilhder e zonezenou ma c'helliñp̄ tanvan nezventez ar Spered : " Na vezit ket badaouet gant ar gwin a zo k. budurniez ennañ ; met bezit leun gant ar Spered Santel ... da rentan grasob dale'hast evit pep tra, da Zoue an Tad, en ane hon Astrod Jezuz Krist " (20 vet sul) .

Evelso pep grax, vel pep krouadelez, o tont eus an Tad a zistro d'an Tad. Eñ zo mammenn pep donezen, ha pep tadelez a denn an dicoñt en neñvod ha war an douar, ha davetañ e tistro pep tra en e Vab dindan lusk ar Spered Glan. Setu ma teu an deiz divizet gantañ a vinkoaz ma c'hello ar bed nevesaet kanañ an oferenn beurbadus : " Bre ar G'hrist, gantañ hag ennañ dit Doue an Tad hollo'halleudek, en unvaniez ar Spered Santel, pep enor ha gloar e kantvedoù ar c'hantvedoù. Amen " (Pédenn-veur an Oferenn) .

## DISFEALDEDOU AR BROIOU KRISTEN

Ar sulioù goude ar Pentekost a daolenn diap buhez an Iliz betek fin an amzerioù. Anet eo an dra-se, daoust ne dieoump ket klask enno un diougan piz ha r̄esis eus an darvoudou c'hoarvezet pe da c'hoarvezout betek deiz ar varn. Koulskoude evel n'eusaint, e respondont d'an darvoudou pennañ eus istor ar Gristenies.

Ar sulioù kentañ, leun ma cant eus soñj ar garantez, eus an unvaniez kristen endro da sakrarent an soter, eus ledanidigez ar feiz, a oa skeudenn da gantvedou kentañ an Iliz, loc'h ma verve ar garantez dindan lusk ar Spered Santel. Astenn ar feiz ne oa ket nouze diriskl, na didrubaill ; rak er beskedadenn vurzodus (4<sup>e</sup> sul goude ar Pentekost) e welomp ar rouedoù o regin, pez 'zo skeudenn d'an disivoudou c'hoarvezet a-dal ar penn kentañ. Aes eo kompreñ n'helle ket ar Gristenies kemenn ken bras kementad hag ar bed pagan a wechall hep kaout tud an unvanet fall a garfe gwelloc'h meskañ o falz-furnez denel gant ar gelennadurez nevez.

Daoust d'ar meneg-se eus ar disivoudou kentañ e chome ar soñj gant ar garantez o treoù liñ. Bremañ avat, gant an 9vet sul e seblant din al liderez treiñ gant ur menoz nevez : "eo ket an treuzkredenn o sevel e touez tud hanter-gristenact, met an disrannadurioù a-zwarlerc'h, an disfealedou eus ar broioù ixix bet kristenaet da vat, pez 'zo brasoc'h pec'hed a-enep ar sklerijenn. Disfealedou ar broioù, met ives ar c'hastizou skoet outo gant an Aotroù, hag a die servijout da gentel d'ar re ali.

Pimp-ni da c'houzeut lenn, da dennañ implij eus ar pez a zo c'hoarvezet dijh hag a zo diskieriet diap gant an Aotroù el levri ou an daou Testament. "eo ket evit ar blijadur da gontañ diap istor an amzerioù-tremenet en dije ar Spered Santel awenet skrivagnerion ar Bibl. " An holl draoù-se a zo evit hor c'henteliañ "(Abostol). / eil dervoud en istor ar bed a respont d'egile. Diougan distruj Jeruzalem gant hor Salver, a zo diougan ar c'hastiz a vo skoet gan an Aotroù ouz kement bro disfen. Ha kement a zo bet dindan an Testament koz a zo ives diougan ûar pez a c'hoarvez brenañ. Keskendenn eo pep tra an eil d'egile.

Rak meetr an istor eo Doue. Ar bed n'eo ket renet gant an arval na gent un degouezerez dall. A-us da c'hoantù ha da youl an dud : seblant kas an traoù war raok hervez o flijadur, emañ nerz Doue a vleññ pep tra hervez e venned. Setu aze unan eus gwelañ diarvarer hor relijon : an istor a zo tra Doue evit kas da benn e voppad n

Se a zo bet a viskeaz ur bennwirionez a stervanerez sakr (principe d'exégèse sacrée), collout euz darvoudou an Testament k evel o u z kenskoudennou da istor an Iliz hag an eoc'h. Hen desket doa Tadou an Iliz, digant St Paul e-unan. " C'hoarvezout a reas, emañ, an traoù-se ganto evit servijout da skouer, ha skrivet in bet evit hor c'henteliañ-ni deuet da fin an amzerioù "(abostol an 9vet sul)

Klaskomp resisaat penaos ez eo Istor an Testament koz skeudenn da istor an Iliz. Bus darvoudou an Testament koz ez eus, a gav din, evel diw skeudenn vras. Evel just en tu-hont d'an diw vras-se ez eus skeudemmoù bihanoc'h, pa ne ve nemet al liñvadenn veur, pe ar re meneget gant St Paul, Agar ha Sara, h.a.

Met kemeromp dre vras an Testament koz. Da gentañ, levrioh Noizez a ra vel ur strobod anezo e-unan : amzer ar Patriarked a zo amzerioù kentañ ar bed, betek donedigez ar Ixt a zo ar gwir Voizez, ha gwir Salver e bobl ; an Armaeziadeg eus un Egipt a zo ar Pask hag amzerioù kentañ an Iliz, hag evel ma kave d'ar Judevion e oant o vont disustu da Zouar ar Proresa, e kave d'ar Gristenion gentañ e oa fin dioustu gant ar bed koz hag e oa dor ar bed nevez war-nes digerif ; met yenaat a reas ar feiz, ha tremen a reas ar Judevion 40 vloavez er gweleec'h, krozmol a savas en o zouez, pec'hed, disrann, kastiz a berz Dous, skeudenn sakranant ar binijenn gant an naer arem ; evelse iveau en em astenn istor an Iliz gent diaesamantoù, pec'hedoù, kastizadurioù, endroadennioù, e-pad un amzervez diresis skeudemmet gant an 40 bleavez ( 40, niver an digloù, niver an douarel, ar binijen h.a.) ; a-benn ar fin eo an antre en douar ar Broresa, gant kouezidigez ha distruij ar rouantelezioù kent, a zo skeudem da zistruij ar bed koz, en deizioù ar varn .

Bus an arcuezioù-se eo e temm Sant Paol un dra bennak en abestol a lavaromp hiziv, un arroud eus e lizer kentañ da Corintiz, un arroud eus an dekvet pennad-sé a genson da vat gant ar pez emaoù o paonez displegañ .

Un eil skeudenn vras a zo c'hoaz en Testament koz, a zo degaet disp gant al levriù all, a c'hellomp envel evel na ra an Aviel : an Diouganerion (1). Displegant a recont Istor Israel e Bro Palestina betek donedigez ar Ixt, pez 'zo skeudenn da istor an Iliz war an douar betek eil donedigez ar Salver e fin ar bed. Da gentañ e voe ar bobl feal awalc'h d'an Aotrou, hag e anavezas kloed gant David ha Salomon. Goude stourmadennioù hag enebadoù, e splanna rouantelez Israel betek harzh polliañ ar bed diouezet. Evel d'an Iliz, goude an heskinadurioù kentañ, bezañ kenesret he c'hrenv war ar Baganiez, savet ilizioù pinvidik, bezañ bet reberaz veur ar pobloù ha bezañ skedet warno gant oberou en arz hag ar furnez. Met dizurz a zeus e pobl Israel, dizurz gant he brasañ rouaned, Salomon e-unan ; ha kastizadurioù a voe skoet outi gant an Aotrou, an disrann, ar sklavelez hag an harlu ; nemet diwar ar c'hastiz ec'h adverve ar feiz e tud Veur evel ar Vakabaidi. Evelse an Iliz, goude kantvedoù leun a vezv kristen, eo deuet ar Gozidigez, ar yosaat, an disrannadurioù, betek ma aizvleunio c'hoaz splanner ar garantez gant diaesamantoù ar c'hantvedoù diwezan hag an heskinerez spontusoc'h spontueañ a vo neuze a-enep an Iliz .

Niniennou eus levrioh an eil strobod-se, an Diouganerion, eo ar re a vez lennet er breviaal gant ar sizunioù goude ar Pantekost. Kregiñ a reer gant Istor Samuel hag ar Rouaned betek ar Vakabaidi, hag a-gevre gento levrioh ar Furnez hag ar Prefeted .

(1) Selicut ouz an dro-lavar " Al Lezenn hag an Diouganerion " war vuzeletoù hon Salver .

Al liamm etre testennoh ar breviai ha re al levr oferenn a zo anat en navet sul-mañ dreist-holl. Gant ar seizvet sizun e oa krog danevell rouelesz Salomon, met kentelioù an eizvet sizun, goude taclennañ e furnez mog hag e glod a rae muneg eus e zizurzioù hag eus ar c'hangtiz gant disrann e rouantelez. Hag un den en em ziskouez neuze, en istor Israel, a vo kendalc'h gantañ e pens kontañ an navet sizun, hag a zo goude Noizez, an hini brasañ kaset d'e bobl gant an Aotroù Doue : Elias. E-touez ar holl ziouganerion eo Elias an hini pennañ, an hini a zalc'h lec'h ar re all en Treuzneuziadur hon Salver (Noizez war un tu da Jezuz, Elias war un tu all, diw skeudenn vrás an Testament koz, al Lezenn hag en Diouganerion). Elias a zo an hini en deus kondaonet Dislealded Israel hag a gendalc'hoo da gondaonniñ dislealded ar pobl hag a Kristen betek fin ar bed pa dle distrein endzo da brezeg ha d'en em ziskouez neuze dezo.

Gant se e komprener gwelloc'h perak da skouer e komz dimp hisiv an Aviel eus an Templ hag eus ar santelez a dle bezañ e hin i. An Temples, savet gant Salomon, a oa arouez danvezel eus an Templ-se speredel a oa rouantelez Israel, skeudenn hec'h-unan da rouantelez an neñv. Met ar bobl, ha Salomon, a zo bet disleal, n'o deus ket miret o c'halon ma vefe un ti-bediniñ d'an Aotroù. " Ar merc'hed a dross e galon ", a lavar ar Skritur. Ha freuzet eo bet Templ ha pobl, rouantelez hag arouez. Hag evit ar wech divezañ, goude maro hon Salver e tlee bezañ diskaret arouez ha pobl.

\*\*\*

O kompres evel-se testennoh an Testament koz ne chosimp ket gant al lizerem hag a laz, met en em vagañ a raimp gant ar spered a ro buhez. Ha setu ar spered a zo dindan kement a lennomp en deizioù-mañ : " Aozit ho kalonoh d'an Aotroù, ha servijit dezañ hepken ; ho tieubiniñ a raio neuze eus etre daouarn hoc'h enebourion. En em droit dezañ gant holl nerz ho kalon, ha tennit an doueñ estren eus ho metoh ". (la Kan enrespont ar vijilezoh).

Pere, en doueñ estren a laka tud ar Rouantelez da vezañ disleal d'an Aotroù ? An ludurniez ha servijerez an Arc'hant. Cao ar pez a lennomp sklaer-tre en Aviel hag en Abostol, an deiz-mañ .

Ar re a oa bet gwechall poñl Doue en em dro bremñ da gehelañ e c'hof : " Azezgñ a reas ar bobl da zebriniñ ha da evañ, ha sevel a rejont da c'hoari. N'en em reoosp ket d'an ludurniez evel lod anezoñ (Abstol) .

Int hag a oa bet gwechall Templ Doue lec'h ma veze pedet hag aneulet an Aotroù, int troet bremenñ da gscout sonj hepken eus o c'henwerz desarel : " Va si, da laverout eo, ho kalonoh, a zo un ti da bedin, ha c'hwi hoc'h eus graet anezañ un totell-laeron " (Aviel) Selaouit, tud badezet, bet santezaet da vezañ Templ an Aotroù, petra rit eus ho padenziant ? Klevit, pobloù difeiz ha disleal ....

Petra 'welomp en dro dimp : gadaliez, marc'had du .

Poecourt goñt a zo gant ar pobloù kristen hag en em ro da sourt dizurzioù ? Kastizet e vezont garo ; diskaret e vezont, int hag a

oa bet uzel : " Dont a raie un deiz ma teulle da enebourion ur fez en dro dit, hag e kelc'hint ac'hancout, hag e vezi gwasket a bep tu nag e vezi diskaret betek an douar te ha da holl vugale "(Aviel) Ar brezel a zeuio hag e vo lazet tud a vil vern pe ur wallenn bennak a vo ken drastus all. " En un devez ( eus an Hebrewed en em roe d'ar c'hadaliez) e varvas tri vil war-n-ugent anezzo . Skoet e voent gant an Ael distruger " (Abestol)

Des eo dimp spisaat e-kera Istor an Iliz darvoudou a ~~ugart~~-se. N'eus nemet soñjal en broioù Afrika en Norz, bet ken kristen gwechall en amzer Sant Kuprian hag Augustin, ha kouezet abaoe dindan dale'h ar Vuzulmaned. N'eus nemet sellout ouz istor ar Spagn, a zo bet ken uhel en 16 vet kantved, hag a zo kouezet goude-se, evit bezaf digristen en he drevadennou Amerika ; chomet eo morgesket e-pad pell, da vezaiñ kastizet nevez , zo gant ar brezel diabarz. Istor an Alamegn hag he deus dammac'hot ar C'christ gant disiveud Luther, hag a zo bet skoet outi ken garo dindan hon daoulaged en abeg d'he lorc'h ha d'he dizurzioù. Ha c'hoaz dindan hon daoulaged kouezidigez Bro C'hall, aet da bagan, ha dilezet bremañ d'ar rivin gant dorn Doue, faezidigez a bep seurt en diabarz hag en diavaez. Dizurzioù ar broioù a zo abeg o c'hastiz, hag a servij war un dro d'an Aotrou d'o c'hastizan. Kastizet e vezet dre ar pec'hed a reer .

An Europa a-bez ha Bro-C'hall dreist-holl a zo bet galvet d'ar binijenn gant an Aotrou Doue e neur a stumm hag alies. Bet o deus sent evel Marc'harit Vari Alacoque, Santez Teresa ar Babig Jezuz. En em ziskouezet he deus ar Werc'hez Vari er Galette, o Pont-aen, e Lourd dreist-holl. Anat eo n'eo ket bet selaouet. Prezegot he deus ar Werc'hez, ar binijenn hag anjistro da Zoue, ha petra eo deuet Lourd da vezan: ur gér a genverz, a veajerez, a zedenn douarel. Ha dilezet eo dija Bro-C'hall gant ar Werc'hez Vari, o vont d'en em ziskouez e Fatima. Lourd a zo echu, rak n'eo ket bet selaouet kemenn ar Werc'hez Vari. Diskar Bro-C'hall a zo krog, met n'eus ket da grediñ e c'hellfe bezaf harzet outañ ac'hann da bell.

Zoken ar grasoù hag an alioù roet gant an Aotrou Doue d'ar C'hallaoued a dro d'o dallañ, evel ma c'hoarvezas gant ar Judevion dindan an Testamant Koz. Peogwir o doa profeted, ha lidadurioù bras an Templ, hag ar promesaou sakr, e kredent n'heille ket bezaf diskaret e foibl, na dilezet gant an Aotrou . "Mar suavezfas da vihanañ en devez-mañ roet dit c'hoaz, petra c'hell reñ dit ar peoc'h ; met brenañ an dra-se a zo kuzet ouz da zaoulaged ".(Aviel) Ar peoc'h ? Bet o deus ar brezel. Met dal et int .... Ballot int gant grasoù Doue o-usan, o lavarcut : Bro-C'hall eo merc'h benañ en Iliz, ur vro lec'h m'eo diwanet sent e-leiz, ur vro m'en deus plijet d'an Aotrou Doue-saber ganti da ledañ e rouantelez er bed : Gesta Dei per Fraycos - ur vro hag a zo rouantelez ar Werc'hez : Regnum Gallise, regnum Mariæ - ha kredid a reont e kouezfe iliz Doue ma tsufe Bro-C'hall da gouszañ . Pelli zo m'en deus respondet dezo hor Salver : " N'eo ket an hini a lavar din, Aotrou; Aotrou, a yelo e-barz rouantelez an neñv, met an hini a ra hervez youl va zad a zo en neñvoh ; hennez a yelo e-barz rouantelez an neñv ".(Aviel ar 7vet sul goude ar Pentekost) . Lavarcut a reont, met ne reont ket. N'eus ganto nemet kaez eus justis da rentañ d'ar pobloù all, eus difunneres ar reizder dre ar bed, met pilpouez int, distummañ o deus graet ar reizder hag ar justis da servijout d'o folitikerez,

d'o c'hoant mac'homañ ha n'o deus damant ebet da wirioù ar pobloù a zo dindan o suj. Setu perak evel n'eo bet diskaret Bro-Spagn, \* mac'homeriez ha distrujerez Indianed Amerika, e vo diskaret Bro-C'hall he deus graet implij fall eus he galiond. Ha graet e vo outi evel n'he deus graet d'ar re all.

N'eus netra hag a ziplijfe mioc'h d'an Aotroù eget treññ an traoù sakr da servijout ur gorid direiz, eget kuzat politikerez vil dindan stumm ar relijon. Se eo ar gwali-genwerz en Templ, ar gwali-genwerz gant traoù Doue (1)

Met garniñ a reont : " Templum Domini, templum Domini est ". Penaos e c'hellfe bezan distrujet Bro-Skt C'hall a zo nemeti difennourez ar sevenadurez kristen ? Evel ma vije nec'het an Aotroù Doue evit kaout roch all d'E servijout, dreist-holl p'he deus, merc'h kentañ an Iliz, graet marc'hadoù gant an diaoul.(2) Bepred nevez lep tra . Evel ma krede d'ar Judevion bezan diwallat mat ouz pep droug en abeg d'an Templ a chom en a-kied Doue, evel-se ives e-korzh en istor eo a-walc'h da bobloù bet kristen lavarout : "Gesta Dei per Francos .

---

Peseurt kentel tennin eus an traoù-se ?

Ni Bretoned, hag hon eus gouzañvet kement abaoe kantvedoù gant dislealded ha pilpouserez ar C'hallaoued, ~~an~~<sup>ne levuran ket</sup> omp ket seuezet gant ar pez a c'hoarvez pe a c'hoarvez.

Met n'eo ket lorc'h a zo da gaout, izelgez hag evez "An hini a gav dezañ bezan start en e sav, ra daole evez gant aon da gouezañ" (Abostol). Gwall-vreinet omp bet ni ives, gant kement a zo deuet dimp eus Paris : an ludurniez, kelennadurez dizoue, kazetennoù lous, kanacuennoué gadal, politikerez enop-kristen,h.a. Taolomp pled. Martez e vo ret arc'hoc'h tu ken bras hag an Tad Naner evit adkristenaat hor bro.

Penaos eo dauet ar garantez da yenaat, ar vuhez kristen da gale-taat, da gosaat, da garnañ ? Ar sulioù o vont a zegaso dimp ar respoù Ha diskouez a raint dimp war un dro ar remed nemetañ, ar galv da c'hras Doue, hag an endre d'ar binijenn .

(1) Setu da skouer, daou dra kemeret etre viliadoù. Resevet em eus nevez'zo, evel neur a veleg yaouank moarvat, ur folleñm-embannadurez digant Misionoù Afrika Lyon. Klask a ra sachañ beleion da vont d'ar misionoù da gelennerion, hag eviti-se petra 'gav deoc'h e lavarfe, ez eus tud e-leiz d'zegas d'ar feiz ? Moarvat, met lennit mat : ar visionerion du-hont a zo da gentañ skignerion ar gallegachok : "Dans toutes ces écoles de nos colonies, les classes se font uniquement en français, même programme qu'en France ". Se 'zo, martez kaout douja ouz sevenadur ar pobloù all, ha sentin ouz urzioù Pius XI, diwarbenn ar misionoù .

Ur pennadig all, lennet e Temps Présent, niv. 43,15 a vezeven 1945 dindan ane A.D. Festugière ( Ordinis Predicatorum ). Kouz a ra evel un den eus an amzer da zont, diwarbenn labour Bro-C'hall ~~un des plus grands~~ / a-vremañ : " Ajoutons que dans tous ces pays par une vieille tradition, la France n'avait pas cherché à râver l'indigène, bientôt elle l'habituaît à prendre conscience de sa dignité

(Kendalc'h an notenn 1, pajenn 5)

d'homme, jusqu'à lui proposer comme dernier terme de l'ascension , le droit de cité française qui l'assimilait entièrement aux Français de la Métropole " Setu, dres, an torfed : lamañ personlez ar pobloù all, o lavarout e reer se evit brasañ i st an denalez, hag evit rentañ meuleudi da Zeue .

(2) Gwerzezh Kalloc'h a zo bepred ken gwir ha biskoaz : ar Frañs, o luskellst ur c'havell hep krouadur a gane ur sonenn began d'ar blijadur .

Da kivall d'ar brezhoneg  
ARKADURIOU AN URZAZ SAKR

Mar o'hoarvez gant pobloù kristen 'zo, adpaganaat o tilezel ar feiz hag hec'h oberou, daoust d'ar giriegez a c'heller iveau bec'hiañ war an dud o-unan, ez eus sur mat da damall da gestañ ar re eus ar veleion, eus an eskibion a zo neuze o ren an Iliz er broioù-se.

D'am soñj-me, n'eo ket evit ar gristenion nemetken e tal/dreñt-holl testennoh ar sulioù eus an Xvet betek d'an XIIIvet, met evit tud an Urzaz sakr, evit ar re o deus ur garg bennak, o deus resevet digant an Autroù donezonoh ha kariamanoh evit mad ar re all : " Da unan spered ar furnez, da un all an deskadurez ; da un all ar galloud da bareañ ..." .

Ha war petra eo tennet hon evez ? Ar skeudenn a gavomp gant Aviel an Xvet sul eo hini ar Farizien e-keñver an truajour. Ha d'an XII vet sul eo adarre ar Farizianelez gant an doktor-se a fell dezañ bezañ reiz ha n'eo ket, hag ar beleg-se a dremen e-kichen an den gloazet, hep demantin outen.

N'eo ket hep abeg, a gav din, ez eus en avieloù kement all diwar-bom ar Farizianed. N'eo zet hepken o eneberoz ouz hor Salver, met o doare-spered e-unan a zo displeget piz. Perak lavarout hag azlavavarout kement tra diwar o ferm, mar ne vije ket evit hor c'heñteliañ, hol lakaat war an diwall, ba gouleñn diganeomp ober un emsell bennak war ar poent-se ur wech an anzer.

Ar Spred Santel en deus eta kemertet ar boan da ziskouez dimp pez a dleomp argas eus hor buhez, mar fell dimp mirout yaouankiz an Aviel. Kentel talvoudus. Rak, ret eo anzav ez eo ar Farizianelez ur c'heñved eus an holl amzerioù, siwaz, ken tec'het e vezimp bepred da zilezel ar Spred evit al lizerenn hepken, ar vuhez diabarz evit mekanik an diavaezou, ken techet d'ober gant danvezioù-marmouzañ elec'h gwir relijon. Ha na gredit ket e vefe aes en em ziwall diouz ur seurt kleñved ; rak bepred e vo ken tenn kompezañ an darempredou etre an nevezder hag ar boazioù koz, etre ar gourc'henn hag ar frankiz. Ho pet soñj : zoken e-touez an ebrestel, eo bet start ar gudenn pa venne Pêr e-unan lezel an Iliz dindan dalc'h al Lézenn goz; evelse e vo diaes bepred gouzout tra zo da virout, petra zo da gennañ.

A-benn ar fin, petra eo ar Farizianelez ? Moarvat, en em stagañ ouz doareoù ober ha meizañ, ha n'int ket nag eus diarvarennoù (dogmata) arfeiz; nag eus henveazioù an Iliz, da lavarout eo en em stagañ ouz doareoù diret ha cibadus evel ma vijent diarvarennoù peurstablaet, boazioù abostolek, evel ma vije kol et hepdo ar relijon. Gweleomp Fañsined amzer H.S. Lakaat a reont en suspenn da lezen Voisez, o boazioù, o c'heredennoù-int. Hag a-nebeudig eo ar pez o deus lakaet evel en suspenn, a zeu d'o soñj da vezañ ar pep pennañ. Pa dre venoz bezañ peurreiz, o deus kollet spred an diouganoh ; dallet int, ha ne gomprenonn ken ar frankiz hag ar silvidigez a zegas dezo Hor Salver.

Da ziwall hon eus ouz ur seurt kaledigez eus ar spered, evidemp da chom tud rik ha vertuzus a-hend-all .

N'hou eus nemet sellout ouz istor ar Feizdoueñiez, evit merzout eo bet touallet e-pad kantvedoù Doktored leal gant ar bogioù-spered a veze o ren en o ract hag a veze sellet euto evel ouz traou peursur. Diwarbenn ar sakramantoù, sakramant an Urz da skouer. Petrafvanke dezo ? Spered skiantel a-walc'h evit studiañ da vat istor ar gredenn, damant da furehal en testennoù koz, en Tadou an Iliz, elec'h en em stagañ ouz menozioù ur skol. Ha gwelet hon eus Doktoréed e 'n em skeiñ a skol da skol evel ma vije stag ouz o soñj, ouz un tu hepken silvidigez ar bed. Farizianelez ... Dalc'homp mat Alement a zo kredenn diarvarek ; evit ar peurrest avat, daoust dimp mont kontoc'h war un tu, miremp doujañs evit ar re a soñj disheñvel.

Anatoc'h eo e'hoaz ar Farizianevez war dachenn ar boaziou-ober.  
Anañ zoken eo ken anat ma klasker a-benn ar fin mont ermaez dicuti.  
Miret hon eus al lizerenn, met kollet ar spered. Gant se eo deuet hol  
lidoù da vezañ traou heret piz en o diaavaezoh, met ivez jestrou kleuz,  
digomprenet gant ar sellerion, pedennou serret o zalvoudegez d'ar  
bobl kristen kondaonet d'ober gant eildanvezioù hepken. Gwelet am eus  
beleion ha ne blije ket dezo e vefe kemmet troadigez latin ar psalmon  
a drugarez Doue n'int ket bet selaouet.

Evel just eo diaes ar guden . Ret eo argas a nevezintiou risklus, ar speredou prest bepred da lakaat pep tra en brall. Met ken ret eo iveau en em ziwall diouz un doare hirouriez, un doare digemouriez a ya aes d'hou dallan .

Let aviel an 10vet sul a ya pelloc'h c'hoaz. Dre m'hon eus ar wirionez ez omp douget da gredin hon-eua miret pep gwirionez, evel e kav dimp e recomp pep mat en abeg dimp ober ar sad. Koulskoude n'eo ket ar Farizian hag a seblant mirout pep reizder : " Yunin a ran, emezh, diw wech ar sizun, h.a. " N'eo ket en a vefe reiz da vat dirak Doue, met ar publikan, a zo gwall-vrudet zoken, hennez koulskoude a zo tostec'h da galon Doue.

Hep mont re bell gant an heñvelidigez, hep sellout ouz ar  
gristenion evel o'z tud gwasoc'h eget ar re all, rak an Iliz eo ~~henniez~~  
evelkent an hini he deus ar gwirionez hag ar samielez, na gredomp ket  
ksulskoude hon dije an unberc'henniez war genent gwirionez ha kement  
madelez a zo. Arteze n'hon eus ket difennet gwirioù ar vicherourion,  
gwirioù ar broadeleziou, gant kement a c'hred hag o deus graet  
danvezourion, kumunourion, tud difeiz. Setu tud ha ne oant ket diouz  
ar patron, hag a oa ganto koulskoude un tamm gwirionez, war un dachenn  
end-seun e oamp techet d'he zilezel.

Taolit evez e tegas peurliesañ ur falz-kelennadurez enep-kristen, ur wirionez bennak war ur poent ez omp techet end-seun d'e zilezel. Na sav fazioù a-enep d'an Iiz n'eo ket en diavael da youl Doue, met evit

ma tenno diouto Rouantelez an neñv ur genid bennak. Hep ar protestanted hor bije damankouaet talvoudegez ar Skritur Sakr, n'hor bije ket pledet gant ludemmoù gwiriegez (authentisité) levriou ar Bibl, na gant burutellerez an destenn. Ar protestanted o deus graet mouladurioù burutellet gwelloc'h eget hen re.

Mar servij an disivoudoù d'hon rediañ da gas war rak studi ar Gristeniez, e servij en-enep n'disramadurioù (schismes) da virout boaziou-ober koz, bet ankoaeñ gani p; aze emaint da ziskouez dimp ur speredegez a zo bet hini an Iliz-wechall hag hen eus kollet. Traoñ hon eus sur mat da adkavout e studi ar Gristenion disrannet, pa ne vefe nemet o santerez eus ar "sakrel", eus ar "gevrinel". Kredif a reomp en hor Marizianevez eo bet a-viskoaz speredegez an Iliz, an hini hon eus bremañ, ar speredegez disrannet diouz ar vuhez, troet d'ar sonjoh difetis, ur speredegez skiantel un tan; ha setu ma chom en o difin ar gristenion disrannet da gelenn dimp, ni hon eus ~~grouvez~~ gonezet war un dakhenn nemet o koll war un all. Hep tra en istor a zo evit servij rouantelez Doue. Daoust d'an dra-se seblantout souezus da gentañ, me gav din, ~~grouvez~~-ret evit maf tistroio ar gristenion disrannet d'an Iliz eo ma tenno an Iliz hec'h-unan gant he studi ar gonid e tie-hi tennañ diouz an disramidi; rak n'int bet disrannet nemet evit servijout dezi en un doare bennak, ha chom a raint disrannet keit ha n'he devo ket tennet gonid diouz ar mad a viront.

Penaos ober erfin gant ar re a sav en Iliz, a fell dezo bezañ kemourion? Diwallomp da varn re vuhar. Aes eo sellout outo evel ouz dispac'herion ha diskarerton. Arnodiñ ar speredoù a zo ezom. Ne dleomp ket argas pep spered nevez, evel ne dleomp ket sakrif pep spered nevez, dre maz eo nevez. Rak ar spered Santel a gendalc'h da labourat en Iliz evel n'en deus prenet hor Salver hag evel ma welomp e-kerz an istor. En o amzer eo bet sellet St Fransez, St Tomas evel dispac'herion; tud nevez e vant. Penaos e vo dizoloet ar re bleniet gant ar Spred Santel? Gant sklerijenn ar Spred Santel e-unan. Mar welomp en dud-se izelegez, emziouer, karantez Doue hag hini an nesañ, n'hellomp ket arvarif e teufent a-berz Doue.

---

Karout a reomp eta muic'h al lizerenn eget ar spered. Darc'hel a reont eta d'un doare reizder diavaez. Mar domp kristenion tra-ken ez eomp d'an oferenn da sul, e komuniomp d'ar gouelioù; hag ez eomp laouen gant hor buhez kristen. Mar domp leaned pe leanezed e piedomp da virout her reolenn gant sked. Met daoust ha n'omp ket stag da gentañ ouz al lizerenn, hep gwelout ne dalv ar reolenn nemet da gas d'ar vuhez speredel; daoust ha n'omp ket stag ouz an diavaezou, pa ne dalv nemet ar vuhez diabarz? Daoust ha ne reomp ket eus hor reolenn evel ma rae ar Marizianed eus o boazioù, ar gouec'henn pennañ, ar reizder nemeti, paz eo ar gouec'henn nemetañ karantez Doue hag an nesañ: "Karout a ri da Zoue gant da galon holl, gant da holl ene, gant da holl nerz, gant da holl spered, ha da nesañ/eveldout da unan" (viel an XII vet sul)

Karantez Doue da gentañ ; mar deo hor reolenn , elec'h bezañ un harp, un harz ouzomp da garantez Doue e tleomp dilezel ar reolenn-se ha kemer un all. Rak galvet omp gant Doue d'e garout dreist pep tra.

Ha diwahlomp d'n em stagañ ouz diavaez ar vuhez speredel hepken, hep moht d'an diabarz ; " Rak ma ro an den preder da gement e talc'h ar galon outañ ha d'an oberou lies, muic'h eget d'an abeg ha d'ar perak eus an oberou-se, mar en deus er sakaramantou muic'h a bled gant an diavaezou, an arouezioù, ar boazioù eget gant o abegoù hag ar gwirioneziou a verkonp, e chom bepred an den-se un den diavaez ... Mar fell eta d'an den mont tostoc'h ouz Doue hag uhelast e oberou hag e vuhez, et le mont eus an oberou betek o abeg, hag eus an arouezioù betek ar wirionez aroueziet ; evelse e teu da vezan̄ mestr war e oberou ha gwiziek eus ar wirionez, hag ez antre o-barz ar vuhez diabarz " (Ruysbroek) <sup>AB Euredou Spredel. Levr II penn. LXII ha LXIV</sup>

Bepred ec kudenn al lizerenn bag ar spered a dalv ivez war dachenn ar vuhez speredel.

Anatoe'h marteze eo c'hoaz ar mankadurioù war eil lodenn ar gourc'henn : karantez an nesañ. Hag hon Salver a denn hon evez war se en e repont d'an Doktor . Jezuz er barabolen a ro dimp da skouer evel en ouzomp, ar Samaritan eo mab Doue en deus bet truez ouz an den bet gwallgaset gant an diaoul. Beleion al lezenn goz n'o doa gract netra evitñ; en en deus louzaouet anezan̄ gant ar sakramantou, lojet anezan̄ en ostaleri an Iliz betek ne tevio endro. En en deus kuitast an neñv, diskennet eo en hon natur estren evit hon saveteññ. Daoust hag e heuilhomp e skouer, pe kentoc'h d'oust ha ne reomp ket distro da spered al lezenn goz, o tremen evel ar beleg hag al Leviad hep kemer nec'h gant ar reuzeudion . Marteze e vevomp en hor reizder (a gav dimp) hep kaout darant ouz an dud a vev en hor c'hichen. Kredin a reomp bezañ skouerius ha didamall ha ne ziskennomp ket d'an traoñ douarel. Dilezel a reomp kudemoh hon amzer, hag e kavomp souezus e vefe dilezet ar relijon gant an dud eus hon amzer. Ezomn o doa hor breudeur eus labour hon daouarn, muic'h c'hoaz eus labour hor spered d'o harpan̄, d'o blenian̄, d'o fñalziñ ; n'hen eus ket bet karantez onto. Manket hon eus d'ar gourc'henn.

Gwechall marteze, pa oa kristen ar bed, e c'helle leaned'zo chom a-grenn en o arrest hep plediñ tamz ouz ar bed. Bremñ avat n'helleken kement. Zoken an arvestourion o deus en o lod labourat d'ur speredegez kristen, d'an embannerez dre al levriou, ar retrédeñ. ar prezegannoù, a-hendall re respontint ket d'an ezomnoù a-vremñ .

Marteze n'he doa ket ar reolenn rakwelet an traoñ-se. D'ar reole e da soublañ ha da dreññ. Kemerit da skouer ar gwiskant e-keñver an ezomñ a-vremñ. Evit ober endro d'ar planvourion e c'houleññe ~~er~~ <sup>et</sup> yec'hedouriez digant al leanezed ur gwiskant all. Parizanelaz eo chom hep kemmañ. Servij gwelloch d'ar glañvourion a ze kentoc'h eget reizadurioù ar reolenn. Hag evelse evit ar peurrest.

Ar re goz a oa dicouz o amzer, bezomp dicouz hon amzer-ni. Ar sentidigez kentañ eo sentiñ d'an degouezioù en deus mennet an Aostre Doue ma vevfemp enno.

Ar manatiou g a-wechall a zo bet, muice'h eget na gredemp, kreizennou a sevenadurez kristen, a vuhez kristen war bep tachen. An disrañ, an troc'h etrezo hag an dud a zo tra an Aiginivelez.

Bremañ, avat, daou dra a vank en hor c'heleñnerez kristen, bezan ledan ha bezaf don. Bezan ledan da lavarout pø plediñ gant kement a zo eus ar vuhez hag eus an den ; bezan don da lavarout eo gwelout pep tra hervez ar feiz, hervez furnez Doue hag ar meizerez dreistnaturel.

Ja veze ledan ha don e veze kristen. Ur prezegerez kristen eo ar pez a fell dimp adkavout evel ma lavar dimp testimoni an XI vet sul.

Setu skeudem an den mut pareet gant hor salver. Lakaat a ra Jezuz e vizied en diskouarn ar c'hlannour, pez a verk nerz ar Spêred Santel a labour en ene d'e zigeriñ. Kemer a ra halo en e c'henou d'e lakaat war vuzellou an den mut, pez a verk e ro dezañ komzou ar furnez. (Sellit ouz kentelioù an trede vijelez). Levriou ar furnez eo end-eeun ar re a lennomp er breviañ er c'houlz-mañ eus ar bloaz. Ha pareet e voo an den, eme an Aviel, hag en em lakaat a reas da embann meuleudi Doue. Petre a c'hell eta digeriñ kalon an den da glevout ar gwirionez ha da veulin Doue, nerz ar Spêred Santel, nerz ar c'hras ha furnez an Aviel ? Ar jestr-se hag a vez adkemeret ganimp e lidou ar Vadeziant a dilemp kompreñ e ster padus. Da brezeg ar relijon d'an dud, gant peseurt nerz e fell dimp ober ? Nerz Doue ? Peogwir "ne c'hellimp tra nemet gant sikour Doue, barrek maz omp bet graet gantañ da vezañ ministred an englev nevez "(Aostol an XII vet Sul) Pe gentoc'h nerz hon ampartiz denel, " komzou ar furnez-den " ? Klevit taralloù Sant Paol ouz Apollo. Se 'zo plouz, emezañ, ha devet e vo gant tan-barn Doue, n'eo ket greun e ve. Diwallit eta, c'hwi prezegerion c'houlio, a glask er gador-brezag frougeal ha pompaduñ, ha bezan "hilligerion diskouarn ". Digeriñ a rit dioueskouarn ar c'horf d'go klevout ha genoù ar sellerion d'ho meulin, ha laouen oc'h, met n'eo ket dioueskouarn ha genoù diabarz an ene, da selaou ha da veulin Doue. Ar pez a dilemp prezeg eo mister ar C'hrist ha n'eo ket sorc'hennou (Aostol an XI vet sul) ; n'eus ket silvidigez chec'h all. Ha petra eo mister ar C'hrist, mister e varo ha gwirionez e adsavidigez. Ha prezeg se gant gred ha striv evel St Paol : "Talc'h nel lavarout, emezañ, da Dimozeos(3,IV), e koulz ha digoulz ".

Sohj hen eus bezaf klevet meur a brezegou ha ne oant nemet traou diwar c'horre, hep donder ebet, ne oa enno buhez diabarz ebet. Eus ar furnez-den e oant hag e c'hellifent bezan bet lavaret gant ur pagan omest bennak. Ne oant ket kristen. Ha dre ne oant ket don, ne oant ket ledan ; ne gavent ket levezon war kement tra denel, ne oant ket hollvedel. Sant Paol eñ, pa brezel az C'hrist, a wel pep tra er bed, dindan sklerijenn ar C'hrist, hag e tenn dioustu ar gentel ret d'an obererez. Hor prezegerion a ya, gwir eo, gant traou ar bed : komz a reont diwar benn politikerez hag all; met ne varnomp ket traou ar bed diouz ar C'hrist, ha chom a reont berr.

An den bouzar ha mut en em lakaas goude-se, eme an Aviel, da ganan meuleudi da Zoue, hag an dud all ives a embanne ar burzud. Hon tud, goude kement a brezegennou ne veulont ken Doue. Gant ma teuint c'hoaz d'an oferenn ez omp laouen, ha pa chomfent ken mut hag ar pilieroù ; gant ma vo ziret ar reizder diavacez eo mat evidomp. Ne glaskomp ket walc'h o lakaat da bediñ en o c'halon, en spered hag en gwirionez. Eno koulskoude, man ar vuhez.

Ha pa lakomp anezo da bediñ a vez uhel, n'eo ket c'hoaz meuleudi Doue. Rak ober a reomp neuze diskouezadurioù a bedenn, evel ma lavarer huchaden où war gantikou dister awalc'h ton ha komzoù. Dever ar wir bedenn a gendalc'h koulskoude da v'zañ degaset dimp da goun : "Alleluia Deoc'h va Doue eo dilect meuleudi en Sion, deoc'h e vo kanet meuleudi en Jerusalem "(Alleluia an 10 vet sul. sell. ouz Alleluia ha Kan Kinnig an XI vet sul, ouz Gradual an XII vet). Reomp da gentañ, ni hon unan, skouer ur wir bedenn, stummet en he gwellañ hag a-ziabarz hag a-ziavacez. Mar deo fall hor pobl, heuliomp skouerloisez (Kan Kinnig an XII vet sul) pedomp evito hag a tistroioù// a gras Doue da ziskenn war hon tud.

En man hon meurded, e ministrerez an Unvaniez nevez. Meurded Moisez a skede war e zremm, dirak an dud. Ministroù an Unvaniez nevez o deus ur sked speredel uheloc'h eget pep seurt lugerndiavacez. An ensorioù douarel a c'hellont resev n'int netra; rak n'eo ket doujans naturel a zo dileet dezo. Met doujans don ar feiz : "Ministrerez ar silvidigez en deus kall muioc'h a c'hloaz "(Abostol an XII vet sul)

En abeg da se ives, dacust da vankadurioù mwwuuwuhient an Urzaz en ur vro, en ur barrez, eo an Urzaz a zo evelkent an Urzaz, hag e tie bezañ doujet o vezañ ministrerez ar silvidigez. Ar re a zo izeloc'h o deus e led a labour, reñ harp d'an urzaz, dre gomz, dre skrid. Bezañ 'c'hellont klask gwellaat ar boaziou ober ha soñjal e-barz an Iliz. Koulskoude n'o deus ket da vont a-enep ar re a zo e karg. Ar sentidigez a die chom bepred da gentañ. Ahendall ne savo diwar stri-vou a seblantfe bezañ soñjet reiz, nemet dizurzicù drastusoc'h c'hoaz evit an Iliz.

An disivoudou, an disrannadurioù a zo bet peurliesañ labour menec'h pe veleion lor'e hus, ha ne oa ket bepred ken facs-se e soñj. Met n'o deus ket miret unander ar Spered, a zo tra da virout da gentañ. Meur a zonezon a zo, eme St Paol, (Abostol an X vet sul), meur a c'hras disheñvel a-barz ar Spered Vian, n'eus koulskoude nemet ur Spered Santel a ro e nerz evel ma jar, n'eus nemet un Astrob Jezuz-Krist, a dieomp sentin outañ, nemet iñ Iliz a dieomp doujans. Mirrop unander ar Spered, a zo liamm ar garantez.

Tenaos en em ziwall diouz ar Farizianevez, diouz ar gozidigez hag ar galiedidigez, ha mirout war un dro an unvaniez, an doujans ret d'an Urzaz ? Dre ar sentidigez d'ar Spered Santel a zo yaouankiz, nevezded, karisma ha war un dro kevre a garantez; sentidigez, unvaniez en holl gant Jezuz-Krist.

Un dra gwall-denn eo neuze mirout klokter ar feiz. Ya, un dra dic'hallus d'an den, nemet bras Doue a c'hell hen ober.

PEC'HEDOU AR GRISTENION (13vet-15vet sul)

\*\*\*\*\*

Goude bezaf gwelet a-deost mankadurioù an Urzaz, e vo gouestlet tri sul da sellout ouz pec'hedou ar gristenion hag ar gwastadurioù a ra an droug er C'horf Kevrinus. Pec'hedou an dud a zo porbolennou war dremm an Iliz, had kleñvedou o redek en he gwad, o disteraat he nerz, ken ne vez ken anavezet gant an diavaesidi splanner an hini a zo pried ar C'hrist ha templ ar silvidigez. Kompron a reer neuze pegeant a dan a dilemp lakaat en kenbedennou an oferenn pa c'Moulenn an Iliz, evel ma ra en deizioù-mañ, he furidigez hag he diwall diouz ar pec'hed. "Roit dimp, Aotrou, ni ho ped, ma vo an ostiv salvus-mañ, puridigez hor pec'hedou ha gratidigez he sikour galloudus" (Kenbedenn-brof ar 14vet sul) ; "Ra vezimp stao gwalc'het ha difennet gant ho sakramantoù" (Kenbedenn-gomunion ar 14vet sul) ; "En ho trugarez, Aotrou, kendalc'hit da, burañat ha da adnerzañ hoc'h Iliz ..." (Kenbedenn-digor ar 15vet sul). Goude sellout ouz ar pec'hed e vo diskouezet dimp e remed : Sakramant ar bin ijenn.

Met n'eo ket hepken ar pec'hedou bras a vefe da argas. Pep pec'hed a zo da skarzañ. Ret eo mont betek ar re guzetañ da ziakouez petra int. Ar pec'hedou bras en buhez ar gristenion non int nemet diskouezadurioù eus un droug outil diabarz, a zo da barcañ da gentañ. Peseurt droug ? Ankouact oedeus ar gristenion eus peseurt spered ez int, n'anavezont ken doareou an englev nevez ha peurbadus. Petra "zo klahv dreis-holl ? Ar feiz. Ar feiz a zo asant buhezek da Zoue, enklask eus ar wirionez gant e holl spered, e holl galon, e holl ene. Met ar Gristenion n'ouzont ken da betra int bet galvet en Jezuz Krist, na penaos e tleont ennañ rentañ karantez d'an Tad. Distreet int da zoareou al Lezenn goz, evel ma n'o dije desket netra digant donedigez ar Salver.

Setu ar soñjou a enacu en hor spered al lizer d'ar C'halated, a zo dibabet da vezan lennet en tri sul-mañ da abostol.

Anavezout a rit dre wras, pennañ menozioù al Lizer : n'omp ken, eme Sant Paol, dindan al Lezenn goz, dieubet omp bet diouti gant ar C'hrist. N'eo ket eus al Lezenn e teu ar reizder, met eus ar feiz er C'hrist. Al Lezenn ne ro ket ar vuhez, met en enep kondaonin a ra ar re a bec'h a-snop dezi.

Mar deo bet skrivet al Lizer da gentañ-holl evit ar C'halated a venne distreiñ da eñhourc'hennou nac'hus ar Juzeviez, eo bet skrivet iveau evidemp, kristenien, hag a vevosp pell amzer war o lerc'h. Rak ar c'hudennou en Iliz, a zo bepred an heveloù re. Mar n'omp ken techet da zistreiñ da zanvez al Lezenn goz, e tistroemp bepred d'he spered.

Penaos ? Evel-hen.

Buhez ar c'hras a zo tra postek, tra kadarn ha diogel; rak dont a ra eus Doue a zo postek, Kadarn ha diogel. Ne zeu ket hon reizder ac'hanoomp-ni hon unan; rak n'omp nemet gwanadur, pec'hed. Buhez ar c'hras a zo donezon Doue d'an dud hervez e bromessa, hag an donezon-se eo Jezuz-Krist a labour ennomp gant nerz ar Spered Ghan. En em stagañ

ouz ar vuhez dreistnatur-se eo ar feiz, en em stagañ ouz ar bromesa, ouz kement a zo eus ar bromesa, ar C'christ, nerz ar Spered Santel, herez an neñv. Ar vuhez-se a zo unvaniez gant Doue, englev nevez ha peurbadel; met n'eo ket avat evel pa vijemp en englev-se a-zerez gant Doue ; nann, gras Doue a zo da gentañ .

En enep da se, petra eo al Lezenn goz ? Tra nac'huis, ur sistema a zifennadurioù, gourc'hennnoù danvezel peurliesañ. Zoken evit ar pez a oa speredel enni, ne rae nemet diskouez petra oa pec'hed, hep rsññ nerz da virout dioutañ, setu perak he deus lakaet ar pec'hedoù da baotaat : " Ar Skritur ( an Testament koz) he deus lakaat pep tra dindan ar pec'hed " ( Abostol an 13vet sul) .

Luioch a zo. Englev ar Sinai, daoust ma oa iveau en ur stumm bennek, gras a-berz Doue, n'en em ziskouer ket dindan doareoù ar C'hras, met dindan stumm un eskemm etre Doue hag ar bobl, evel pa vijent kement ha kement, evel pa vijent a-gevatal, evel pa vije ur c'henwerz: eus un tu ar bobl a roio da Zoue sakrifisou, derc'hel a raio d'ar gourc'hennnoù, hag en eskemm Doue a roio d'ar bobl e c'hrad-vat, hag ar galloud douarel. Englev ar Sinai e oa Moisez an hanterour anezañ, ha pa 'z eus hanterour n'eus ket un tu hepken. En englev ar C'hras avat, n'eus nemet un tu, Doue : " Doue avat a zo e-unan " (abostol an 13vet sul). Amañ e teu pep tra eus Doue, pep tra 'zo donezon ar Salver e-unan . N'hellemp netra evit hor sil vidigez . Amañ a bep tu, ne welomp nemet ar c'hras . Ha pa lavaromp ez eo ar Gristeniez un englev gant Doue, n'hou eus ket eta da sellout outi evel pa vije a-stumm gant an englev kentañ .

N'eo ket da lavarout n'hou bixe netra da reiñ en eskemm da Zoue. Nemet ne vo ken un eskemm a-gevatal . Ur rentañ-grasou e vo d'an hini en deus hor c'haret da gentañ . An hini a vev er feiz, ne ra ket n'eus forz petra. Kas a ra da Benn "Lezenn ar C'christ " (Abostol ar 15v et sul) Lezenn ar C'christ n'eo ket ul lezenn-nac'h ha n'eo ket ur sistema a zifennadurioù. Ur vuhez eo ; an hini a vev en C'christ a ra ar mad : "Gremp ar mad hep skuizañ ... E-pad n'hou e amzer, gremp ar mad d'an holl, dreist-holl d'hor breudeur er feiz (Abostol ar 15vet sul) . N'eo ket awalc'h chom hep mervel evit bevañ ; an hini 'zo kiañv, daoust dezañ chom hep mervel a zo koulskoude war ribl ar mao. N'eo ket enc e tleomp chom, met mont war rack, kerzout war hent ar mad. " Mar vevomp dre ar Spered, kerzomp iveau hervez ar Spered ". Troet war du an ober postek, ar garantez, e taolimp neuze fruezioù ar Spered : karantez, levezenez, peoc'h, pasianted ( abostol ar 14 vet sul) .

An hini a gerz evelse, petra c'hell outañ an difennadurioù ? Netra. N'o deus ken ster ebet evitañ. Al lezenn ne dalv netra en e geñver, n'hall netra a-enep dezañ. An den-se ne gouez ket dindan taol ar gondaonidigez: " Mar doc'h bleniet gant ar Spered, n'emaoc'hui dindan al Lezenn. N'eus Lezenn ebet a-enep ar re a vev evelse" ( Abostol ar 14vet sul) .

Sivaz, n'eo ket an holl gristenion a vevfe er C'christ, evel mibion karantezus d'an Tad, n'eo ket an holl a vevfe hervez spered englev ar C'hras. Kouezañ a reont dindan doare-soñjal al Lezenn

goz, hag o pec'hif e kouezont iveau dindan ar gondaonidigez a zo stag ouz difennadurioù al Lezenn. A-enep d'ar re-se ec'h adkemer/ al Lezenn he c'hreff hag he galloud. Hag oc'h eilpennañ frazenn St Paol e c'hellomp lavarout : "Mar n'hoc'h ket bleniet gant ar Spered, emac'h dindan al Lezenn a daol warnoc'h e gondaonidigez".

Petra'welomp ar Gristenion oc'h ober eus o relijion ? Daoust hag e veze evito ur vuhez, da lavarout eo, un dra postek, un obererez-lakaat, un dra kadarn, ur rentrai graseñ d'an Tad evit e zonezonou. Daoust hag e welont an englev nevez evel un donezon a-berz an Tad, un unvaniez gant ar Nab, nerz-oberiant ar Spered Santel ? Mann. Ur marc'had, ur c'henwerz evel a-gevatal gant Doue, eo evito ar relijio. Petra 'zo da brenañ : levez ar vuhez da zont, a r Baradoz ; kentoc'h chom hag bezañ daonet. Dindan an aon emaint. Ha peseurt priz reïñ evit ar Baradoz-se? An nebeutañ, ar gwellañ. Se 'zo bezañ paotr dilu mont-dont eus ar relijion d'ar pec'hed, klask hepken diwall da gouezañ re izel, evit galloud a-benn ar fin distreïñ pa vo deuet eur ar mao. Piw ne wel n'es ken ar relijion-se buhezus tamm ebet, met ur sistema a gemennadurioù nac'hus dindan boan a gastiz. Kollet o deus Spered an Englev nevez, n'int ken mibion leun a c'hred hag a garantez. Ne chom eus o feiz nemet un damskleur displate.

~~XXXIX~~ Pec'hif a reont, hag ec'h adkemer al Lezenn goz he holl c'halloud outo. Rak hi a lavar : ne ri ket an dra-mañ, ne ri ket an dra-se. Hag a reont. Gwaz a se evito : "An den a eosto ar pez en deus hadet. An hini a hado, pec'hed, a eosto breinadurez (Abostol ar 15vet sul). War riskl emaint da vezañ daonet. Klask a reont unvanif en o buhez oberou ar c'hig hag oberou ar Spered/ : traou kontroll int kouliskeude. N'heller ket servijout war un dro Doue ha Mammon .

An treuzvarc'hadoù gant Mammon ... Dindan ar ger-se e c'hellomp dastum doareoù hor c'hristenion. Aon o deus da vezañ daonet, ha mirout a reont un tamm relijion evel ur gretadurez a-enep an ifern. Hogen n'es ken nemet relijion ~~XXX~~ faos ha divuhez. Staget o deus o freder ouz traou an douar ha plijadurioù ar bed : "Petra 'zebrimp, petra "evimp, gant petra "vimp gwisket". Pell diouz o c'halon emañ ar gourc'hemann nemetañ : "Karcut a ri da Zoue gant da holl ene, ha da nesañ eveldout-te".

Kristenion evelse, n'eus ken nemeto dindan hon daoulagad. En diabarz ez int beziou leun a vreinadurez, daoust d'an diavaez diskouez ur savadur loréhus : klask a reont er c'henwerz gonidou difennet : lenn a reont roman ha kazetennou hudur ; treuzvarc'hata a reont gant enebourion ar Gristeniez, evit tapout kargoù enorus pe arc'hantet mat; emaint o redrek a vanvez da vanvez, a voutailhad da voutailhad. Ha penaos kaout neuze damant da ezommoù an nesañ ? Tud gwali-chastreus eo an dud-se ha n'int ket awalc'h evit en em zibab o-unan hag a gri pa flastrer o zreid. "Dougit ar bec'h an eil d'egile, eme St Paol, grit mad d'an holl" (Abostol ar 15vet sul) Penaos ? Reññ justis d'ar re n'hellont ket en em zifenn, uhelat ar re a c'hellit derc'hel dindanoc'h ? Ha d'ar re a zo a-us deoc'h, petra rentañ, nemet avi, drouk-lavar, rendael ? "Frouez ar Spered avat, eo ar garantez, ar peoc'h, ar basianted" (Abostol ar 14vet sul).

Aet eo don ar c'hleñved e korf n Iliz, hag emañ evel un den taget gant al lorgnez, dinerzet, goleet a c'houliou linus. Koll a ra zoken eus e izili, gant ar ristenion a nac'h o feiz hag a dro a enoplque. Gant ar re a gouez en disivoud.

Klañv eo ar c'horf a-bez gant pec'hed pep kristen. Hag heñvel kleñved an Iliz ouz kleñved an ene pec'her. Santel eo an Iliz, n'eus kleñved enni nemet gant kleñved ar Gristenion. Int-i eo ar re a zo staget gant al lorgnez. Dre forz marc'hata gant ar bed, e teu an ene da vezan klañv ha dinerz ; redek a ra en e wad karantez ar bed, da vezan had a varo. A-benn ar fin e koll bized hag izili, da lavarout eo e teu da vezan dic'halloud d'ober un dra vat bennak. Setu : mervel a reont hag interamant mab intañvez Nain eo interamant o ene maro, a leñv warnañ an Iliz. (Sellit ouz kentel St Augustin, en trede vijelez, a zo ur vestroberenn anezzi) .

Leñvañ a ra hor mamm an Iliz, o c'houlenn en he fedenn sicul, pare ha dasore'h ar bec'herion. Rak gouzout a ra e c'hell ar C'hrist bende kenderc'hel evit ar speredoh pez en deus graet gwechall evit ar c'horfou. Burzudou e vuhez douarel n'int nemet skeudennoù d'ar burzudou a zalc'h d'ober gant sakramant ar binijenn. Zoken eneoù maro holl a welomp Jezuz ouz o distrein dezah hag ouz o dasorc'hiñ .

Met peurliesañ n'int ket maro holl : lovr int. Ha sevel a reont o mouez war du/ ar C'hrist gant c'hoant parœñ. Hag ar C'hrist a lavar dezo : " It d'en em ziskouez d'ar veleion ". It da gofesaat. Hag e vont e c'hellont a-wechoù diwar glac'hар klok, adkavout ar c'hras. Chom a ra, zoken evit ar re-se an never d'en em ziskouez d'ar veleion. Rak un droug evit ar c'horf a-bez eo ar pec'hed ac'h eus graet, te kristen ; ha sklaer eo eta e tleez gouleñv da bardon digant an hini a zo war un dro kannad ar C'hrist ha kannad an Iliz. E'eo ket disrannet Doue diouz e Iliz, na gonid an eil diouz gonid egile. Mont a ri eta d'en em ziskouez d'ar beleg ha da anzav dezah da bec'hedoh. Hag e sentiñ ouz setans ar barner hag ouz louzaouadur ar medisin ; e setañs, rak a-wechoù e tleo troc'hñ didruez, damantus maz eo da wirioù Doue ha da vad e Iliz ; e louzaouadur, rak paredigez an ene a zo ives ur mad evit ar gevredigez a-bez. Ur wellaenn ez eo evit ar c'horf a-bez : ha setu perak e labour er pare-se an Iliz a-bez, dre ar beleg. Ni eo a glask rentañ ar yec'hed d'an ezel a zo klañv enni, o tegas dezah harp he holl dellidou, dellidou ar C'hrist hag ar Sent " Pasion hon Aotroù Jezuz-Krist, dellidou an Itron Varia bepred gwarc'hez, ha dellidou an holl Sent, da vezint dit da ziastol da bec'hedoh ..." a lavar ar beleg gant ar bedenn-absolviñ .

Baoust d'ar mad a c'heller dizoleïñ d'ar c'hofes evit an ene e-unan e tleomp eta sellout dreist-holl ouz ar mad kevredigezel a zo en anza ar pec'hedoh d'far veleion .

E touez ar re a resev sakramant ar Binijenn, pet 'zo avat hag a zistro d'ur vuhez kristen mirion, oberius, diogel, pet a adkav leunde ar feiz, en doare ma c'hellomp lavarout dezo war lerc'h her Salver : " Hô feiz he deus ho salvet ". Nebeut tra. Pez a vanke a oa pinijenn da vat, ne oa glac'hар nemet diwar c'horre .

Penaos eta kaout ennor pñijenn don ? Dre son'j km hon finvezibñ diwezañ. Leun eo abostol ar 15vet sul eus ar preder-se ; "N'it ket da

faziañ ; ne c'heller ket ober geap ouz Doue. An den a eosto ar pez en deus hadet. An hini a hado pec'hedou ar c'horf, a eosto diwarne breinadurez ; an hini a hado oberou ar Spered, a eosto diwar ar spered ar vuhez peurbadel .

Hevelep soñjou gant ar c'hentelioù a lennomp d'an eil vijelez er sulioù-mañ : " Na c'hortez ket distreiñ d'an Aotrou, na zilec'h ket d'hen ober, a zeiz da zeiz ; n'ouzout ket petra c'hano an deiz da zont " (Kental St Yann Genou Aour da Vvet sul miz eos) .

Met daoust hag-eñ ne nac'hfemp ket gant se ar pez en deus lavaret St Paol, ne dleomp ket bevañ dindan lezenn an aon. Mannoù n'eus nac'hadenn ebet. Daoust na dleomp ket chom dindan an aon, e c'hell an aon servijout dimp evel ma servije d'ar Judevion a-wechall d'eo felhaat diouz ar pec'hed. E kement ha ma recomp ar mad, n'houz eus ket da gaout aon. Met pec'hif a recomp bendez, kaer hon eus d'ober, ha salvus eo dimp soñjal e keuezomp gant-se dindan kondaonidigez al Lezenn, ha dindan taol ar c'hastiz. Met n'eo ket an aon hag a dle trec'hiañ en hor buhez, n'eo ket soñj ar pec'hed hag a zo tra nac'hus n'eo ket enklask hor pec'hedou ; pez'zo ezenn eo klask oberiañ er garantez, kerzout war raoù, strivañ d'ar gwellañ e levezenez ar galon. Ha merkomp o tremen e bec'h marteze war ar poent-se skolioù 'zo a speredelez kristen .

Evit en em zistreiñ dieuz ar pec'hed, pe evit distreiñ ar re all, miromp dreisthell ouz an touell a ve kontañ warnomp hon-man. Dinda lezenn ar C'hras emaomp. N'hellomp netra drezomp hon-unan. Na zistrooz ket da spered ar Farizianevez a glaske he rezder dre he nerz hepken, hug a glaske diviz gant an Aotrou a-gevatal gantai . Ar spered-se er gristeniez a zo Pelegiadegenez, dindan he stummoù lies. Pinijenn ha galv da Zoue, setu hent an distro. Oc'h anavezout hèn gwander, goulenomp dizehm trugareloù Doue : " Peogwir ne c'hell ket hoc'h Iliz hepdoc'h chom en he sav, he renit tao gant ho kras " (Kenbedenn-digor ar pempzekvet sul) .

## HENT AN DISTRO DA ZOUÉ (16 vet-17 vet Sul)

Ar pec'hed a zo da vezan sellet hervez daou roud disheñvel : ul linenn a serz, hini hon darempredou gant Doue, hag ul linenn a led, hini hon darempredou gant hor breudeur. Ar pec'hed a zo disrann penn da benn : pec'hed Adam a zo bet disrann an den dicuz Doue, disrann an den dicuz ar grouadelez danvezel, disrann an den dicuz e vreudeur, disrann an den emañ e-unan etre e gerf hag e spered. Pa gomzer eus ar pec'hed, e veneger awalc'h disrann e'hearvezet etre an Aostroù Doue hag an den; ankounac'haet e vez avat e laka ives ar pec'hed disrann etre an dud.

Ha peogwir ez omp kristenion, bezomp sur n'eo ket hepken pep pec'hed eus hor perz un droug a-enep an Tri Ferson eus an Dreinded, met ives un droug a-enep unvaniez ar C'horf Kevrinus. Pep pec'hed amañ, pe pec'hedou an Urzaz, pe pec'hedou ar gristenion, a zo had a varo evit ar c'horf a-bez. Kroïñ a reont er c'horf kevrinus un temz kleñvedus ; un droug-skouer ez int, ur skoilh, en doare maz eo diaesoc'h d'ar re a venn uhelaat, birviñ er garantez, pa ne gavont ket harp digant ar re ali, met kentec'h kontroliez. N'eo ket da lavarout ne chomfe ket gant pepini ar voien da uhelaat ma kar, evel gant pep pec'her e gabasted ; pep hini ac'hanoù a zo ur berzonelez anezi hec'h-unan. Padal, stag omp kenetrezoù, hag an droug a reomp a wana ar c'horf a-bez, evel ar mad a reomp a uhela ar c'horf a-bez

Met an droug a-enep korf an Iliz a zistro da vezan droug a-enep Doue, hag an disrann etre an dud a zo par d'an disrann diouz Doue. An eil tu eus ar pec'hed a zo heñvel ouz egile, evel m'eo heñvel ives ar gourec'henn kentañ, ar garantez dileet da Zoué ouz an eil gourec'henn, ar garantez d'an nesañ. Rak an hini a laka droug er c'horf kevrinus, a bec'h a-enep mennad an Tad, a c'houl digant an Iliz, sked ar feiz, avielerez ar bed, kresk ar silvidigez, ha gant se ar peoc'h hag an unvaniez er bed. Pec'hiñ a ra a-enep an Tri Ferson a venn en em ziskuliañ er c'horf kevrinus ha drezañ. Rak buhez ar c'horf kevrinus a zo skeudenn da vuhez diabarz Doue, hag an unvaniez etrezomp skeudem da unvaniez an Tad gant ar kab en karantez ar Spered Glan : " Ra vezint unan evel maz omp unan, Te ennen ha me ennoat ". Templ an reinded eo an Iliz, a skeudenn enni hec'hunx unan un dra bennak eus darempredou an Tri Ferson kenetrezo.

Kement hag a oa bet diarannet gant ar pec'hed eo deuet Jezuz-Krist d'e adskoulmañ, an neñv gant an douar hag an dud kenetrezo. Ar sin eus an dra-se eo ar Groaz, gant he linenn-serz o juntrañ an neñv gant an douar, hag he linenn a-led, o klask brec'hiata ar bed a-bez. Kreizenn ar groaz eo kalon Hor Salver a zo liamm ha kevre da bep tra : karantez evit e Dad, karantez evit an dud o 'n em framman an eil hag eben.

Hag ar silvidigez-se eo izelegez ha sentidigez e kalon ar C'hrist. " En em izelaet en deus bet/ betek ar maro ha maro ar Groaz ", eme Sant Paol eus hor Salver. Neur a du a zo da vister ar Groaz, ha neur a du da vister an distro da Zoué. Met aes eo kompreñez eo an izelegez unan eus ar re bennañ. Pec'hed Adam a oa engarantez ha lorc'h, engarantez dre al lorc'h : " Evhl Doue e vi "

a lâvare an Diaoul. Na daoust nañ eus bremñ gant c'hoanteges ar c'horf un eil yannenn d'ar eo'ned, e chom bepred kentañ an hini a zo bet kentan ; gwall youl ar upered. Rak gonde d'an ene dont a-benn eus techoù-drouk ar c'horf, e chom c'hoaz da zont a-benn eus an eil deug : en diabargù donnañ emañ kaderiet. Ar c'horf a zo tra diavaez awalc'h d'an ene : net al lorc'h a zo engarantez ar c'hreiz.

\*\*\*

Setu ar sonjoh a dilemp rôdeliañ-dirodellañ en hor spered mar fell deomp kompreñ testennoh ar ūllich-mañ (16 vet ha 17 vet). Gonde diskouez ar peo'ned eo hent an distro da Zoue a zigor dienomp an izelgez, hent an advuhez en unvaniez ha karantez.

Ar lêvet sul a zo kentoc'h diwar-benn an izelgez hec'h-unan, tra ma tiskouez ar sul war lorc'h da besourt pal e kas an hent kemeret, unvaniez ar garantez. Met anat eo al liamm a zo etre an eil sul hag egile, pa ne vije nemet komzou kentañ abostol ar 17 vet sul : "No pediñ a ran da vont gant an hent ez oc'h bet alvet ennañ, gant pep izelgez, douster ha pasianted.... gant aked la virout unvaniez ar garantez e liamm ar peo'ned". Diskouez an izelgez evel an hent a gas an ene davet Doue a zercz da zerez a zo ur sonj a gavemp displeget alics gant an Tadoù, un danvez kalennadurez boaz dezo : ha n'eo ket souez peogwir eo kentel ar Skritur Sakr hec'h-unan. An izelgez, emeint a zo diazes an holl vertuzioù : "Te fell dit benn bras ? Krog gant an izelañ. Sönj a rez sevel un ti gwaliñ-hel? An poz a ñj da gestañ eus diazes an izelgez. Ha seul vui ma fell da unan bennak berniañ ha berniañ evit e savadur, seul vui ma vo brasoc'h e savadur, seul vui o tle kleuziañ evit an diazes.... Ha peseurt lein a zo d'ar savadur a vennomp ? Betek pelec'h e tle mont ? Hel lavarout a ran dicoutu : betek gwledigez Doue ". (Sant Aogustin, Prezegenn X de Verbis Domini). Dindan skeudenn skeul Yakob e welomp en reolenn Sant Benoù ur gelennadurez heñvel, skeul an izelgez a gas d'ar ~~mix~~ garantez. Na ma krog an distro da Zoue gant sonj e varnedigez spis, ne dilemp ket chom gant an non, met drezi mont pelloc'h betek an uheliañ : "Evel-e, o vezañ pignet gant derezion-se an izelgez, e tizo ar manac'h bræk ar garantez eus Doue a gas kuit an non ; ganti e krogo da virout kement a ras gwechall diwar un mon bennak ; bremñ e vo hep labour, avel dre gustum ; ne vo ken diwar non an ifern, met diwar karantez a C'hrist, boszet mat ma vo da gnout e blijadur er vertuzioù". Ar c'hoanzok-mañ hag en deus Sant Benoù tennet anezo eus Kasian, a ziskouez diipp pegen akord eo menoz an daou zul-mañ gent keleennadurez an Tadoù. N'hellio ket testennañ al liderez mont kement ha Sant Benoù pe Kasian en displegeroz an izelgez : e sellad n'eo ke an hevelop hini. Skriavañ a ra ar re-mañ evit menech'h e kerzout war hent ar c'hlaktez. Al liderez avat a zo evit an holl gristenion. Bleet eo dezi bezñ osun. Diskouez a raio koueskoude kaer-neurbet ar pep pennañ, poz 'zo an talvedudusañ da bêp kristen.

\*\*\*

Namenn pep vertuz eo an izelgez, rak al lorc'h a zo namenn pep peo'ned. "An engarantes hag ar vrasoni en em dro dindan stummied lios an emuhelarez : emuhelarez ar sonjoh pe al lorc'h emuhelarez ar c'hoanzok pa fouge, emuhelarez en oberoh pe disentidigez, emuhelarez ar c'hoantoh pa c'hoant-enorzh, emuhelarez ar strivedez pe emfisiañs re-veur "(Dom Delettre, Displegadur eus Reolenn Sant

Benedic, Pennad VII)

Ha pe tra eo eta en Izelegez ? N'eo ket diazanv ar donezench en deus graet dimp an Aetroù, na chom dic'houez diwar o fem. N'eo ket kennebeut all chom hep implijout anezo pe evit hor mad pe evit mad hon nesañ. Rak rentañ kont a raimp eus an talentù hor bo resevet ; hag abostol ar 15 vet sul a zegase dimp koun eus ar ret maz eo da labourat : " Na skuizomp ket, a lavare Sant Paol, d'ober ar mad ". Petra sonfemp eus un den en dije dizoloet remet ar c'hrign-bev hag a nac'hfe dre izelegez hen reñ da anaout d'ar bed ?

Petra vo età an izelegez ? Da gentañ chom hep lakaat hor c'halod er pez n'eo netra. War an diwall emp bet lakaet dija : " Na c'hoant-taomp ket enoriou didalvez, o n em atizañ an eil hag egile, o kaout gwarizi etrezomp " (abostol ar 15 vet sul). Met ret eo distreñ war ar gentel-se. Ha setu an aviel o tiskouez dimp skeudenn ar fougeer dindan stumm ar paour kaez den dourgoenñt, hag hor Salver o termañ kentel sc'hane evit hor spered. Sklaer eo soñj Jezuz evidomp-ni a gar ober " sac'h-c'hwez " eus an hini a gar poapadiñ. Ar c'hoant-enoriou, eme Sant Ambroaz, (Kental war Aviel ar 15 vet sul) a zo un doare pizoni, a zo c'hoant ar madoh douarel da hilligan dimp engarantez ar spered. Hag an hini en em stag outo ne soñj ken ouz traou Doue, met kaletaat e galon, pell dieuz hent ar vuhez. (1)

Dilezomp kement a zo touell ; en em stagomp hepken ouz ar pez a raganvir dalveudegez an den : ar mad a c'hell ober. Ha warv an dachenn-se da bephini d'en em varn gant krizder, evel gant lahad Doue, a gar petra 'dalvezomp, ha dreist-holl petra dilefemp bezañ. Hag aze dirak fallagriez hor pec'hedou n'hon eus ken tre d'en em vrasaat en hor c'halon, met kentoc'h da c'houenn pardon ha truez gant skri/j .

.....

Ur b'zenn all uheloc'h ha diaesoc'h a zo d'an izelegez. Martez ne glaskesp ken an enoriou, met laouen awalc'h e vefesp mar befent roet dimp. En enep da se ne resewomp nemet trubuilhoch, evel pa vije plijadur an Aetroù bec'hiañ warnomp diaesteriou ha mez. Seblantout a ra a-wechou skeññ ouz unan bennak evel pa vije dre c'hoari. Dre c'hoari eo ives, met dre ar c'hoari karantezus-se a glask astenn hag uheleidigaz an ene akourjezet. E lec'h taerñ ha reutsat a-enep youl Doue, e kav an den reiz, brasoc'h vertuz en e boaniou. Setu Yob, met Tobiaz, a lennomp e buhez er breviaal gant ar salioù-mañ . " Ar reuz, eme levr Tobiaz, a bermetas Doue e kouezfe warnañ, evit ma rofe (Tobiaz) d'an dud war e lerc'h, skouer eus e basianted, evel an den santed Yob " ( 2° Kental al lun, 3° sizunvez) .

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tennaomp ar mad eus an droug dre hon gouzanvegez, ha pokomp ouz dorn Doue pa zegas dimp diaesamantoù evel pa zegas dimp aesteriou . N'eus forz petra 'vo eus hor buhez diavacez sentomp outañ o tremen a galon vat gant ar pez a zo e youl, hag ouz e veulin bepred, miromp lodenn uhel hon ene, en un hevelep levelez.

(1) Taolit ovez ouz ar ster nñ ledan en deus em skridou an Fadoù ar ger avaritia, pizoni. En em astenn a ra peurliessañ da dalvezout Kent a zo tech rali, engarantez. Ar ger diwezañ-mañ a verkfe awalc'h ar puk soñj 'zo dindan .

Yob ha Tobiaz o devoa gouvezet trein en mad an drong o devoa gouzañvet. Daoust ha n'hellfemp ket ober kement-all o kaout soñj eus ar pez a lavar dimp ar beleg er bedenn-absolviñ : " Kement a zroug a c'houzañvi, ra vo dit evit distaol da bec'hedou ". Daoust ha n'hon eus ket pec'chedou da baean evito ? "Just eo an Aotrou pa sko ouzimp, rak n'hon eus ket baileet bepred gant hent ar reizder" (Kan-digor ar 17 vet sul).

et n'IMP ket e'hoaz war ar pep uhelan. Un trededazenn a gavomp merket dimp.

Chom hep e'hoantaat enorion, degemer laouen an trubuilhoun kaset gant n'Aotrou; a zo menel bepred war dachenn an naturel. Kasomp an izelegez dreist-holl war bazenn an dreistnaturel. Lakomp ennomp ar soñj splann ne domp nemet pec'hed dreomp hon-unan, n'hellomp netra dicuzimp hon-unan evit hor silvidigez. Taclomp adarre ur sel ouz hon distervez, ouz ar c'hemant a bec'hedou hon eus Rousiet hon ene gantañ. Petra c'hellomp dre hon nerz-ni ? Kouezan ha pec'hiñ . En em drooemp war du ap Aotrou da c'loulenn digantañ war un dro e druez hag e c'hras. " Ho pet truez ouzin, Aotrou, rak kriet am eus war du ennoe'h a-hed an deiz : C'hwi, Aotrou, a zo mat ha dous, ha leun a drugarez evit ar re ho ped. Troit ho skouarn war du ennon, Aotrou, ha va selaouit, rak paour ha reuzeudik ez on ". ( Kan digor ar 16 vet sul )

Na kemeret ganimp anadurez eus hon dic'halloud, deskomp digant Sant Paul pegon nerzus eo gras an Aotrou. Kroppomp bremen gant abostoloù tennet eus al Lizer d'an Efesidi ; ha dalc'het e vo gantañ betek an XXI vet sul ( nemet en 18 vet a zo antreet war lerc'h ar re all, en heuliad ar sulioù). Gouzbut a reomp peseurt lec'h a zalc'h el lizer-se soñj eus mennad an Tad, eus ar c'hras roet dimp gantañ en e/ Vab dre obererez ar Spered Gian. Un diverradur eus an holi menoziou-se a c'hellomp kaout er pemad merket evit ar 16 vet sul, un disiegadenn splann eus ar pez a c'hell ennomp obererez ar Spered Gian. Piw hor c'haso betek an uhelan, betek an donañ, betek al ledanañ en anacudegez ar feiz, en striv ar spi, en leunder ar garantez ? Mi hon unan ? Tamm ebet, met trugarez an Tad eo an hini a roio dimp pipvidigez ar c'hras, an hini a labour ennomp dre nerz ar Spered Gian a c'hell ennomp " muic'h eget na c'houlenomp ha na gompreñomp ". Petra n'hellimp ket gant nerz ar Spered ? " Krouet eo holi nerz " Anavezout a rit disiegadur an destenn-se : neñvou Doue eo eneoù an dud a zo krouet ar c'hras enno diouz gras ar C'christ, an eneoù a gav o nerz en lusk ar Spered Santel, skeudennet gant dindan sin an avel .

Na gontomp ket eta warnomp : rak " Doue a zalc'h ouz ar re lorc'hus met rein a ra e c'hras d'ar re izelek" ( Jakez IV, 6 ). Hogen gou'e bezañ graet ar mad, diwallomp e'hoaz da lakaat war hon ane hon dellidoù zoken : " An hinia laka war e ane ar mad en deus resevet, a stourm ouz Doue gant ar pez en deus resevet digantañ !!! Breutaat gant Doue eo chom hep lakaat war e ane-en dellid hon vertu-zioù, met e gemit evidomp. Hogen an den santel Yob a wel mat e vez kollet kement tra en den-se hag a gemit evitan ar pez en deus resevet, ha pan en dije resevet an donezonou ar brasan " ( Sant

Gregor, eil vijelez an eil sul gwengolo) zo eus dallet, gent zo  
douez, gant hon ralys m'adennoc'h. Housouz a tan ar c'horf kevrinus,  
douez gant hon gwengolo a eoc'h gant gwoj disheñvel digor hor zo,  
tud a gant gwerz a daol ur setmat izelevez : karantez hag unvanie-

skarzidiges ar pec'hed eus hon ene hag eus ar c'horf kevrinus.  
"Evrus ar re a gerz dinarm gant an hent, a ya gant lezenn an Aotroù  
(Kan digor an 17 vet sul). Evrus ar re a sent ouz bolontez an Tad,  
hervez m'en deus graet hor Salver. Ha setu lezenn an Aotroù, setu  
bolontez an Tad ; ~~xxx~~ an daou c'hourc'henn par an eil d'egile,  
gourc'hennenoù ar garantez. Rak karantez eo Doue, hag ar pez a venn  
Mñ eo ober ac'hanomp ur skendem eus e glokter.

Doue 'zo karantez, Doue 'zo unvaniez : "Ra vezint unan, a bede  
hor Salver, evel saz omp unan". Ur feiz, ur spi, ur garantez; Klevomp  
c'hoantad hiraezus Jezuz-Krist, aslavaret dimp gant Sant Paol .

Met lakaomp an unvaniez kristen el lec'h m'emañ, er C'hrist.  
"emañ ket en heñvelderioù a-ziavaez, evel pa c'heilfe an holl  
gristenion bezan heñvel o speredegez, o yez, o arz, o liderez zoken.  
Chom a raic bepred ganimp hon disheñvelderioù a ouenn, temz-korf ha  
temz-spered. N'eo ket war andachenn-se emañ hon unvaniez, met  
uheloc'h, er faiz, er spi, er garantez, war dachenn ar c'hras  
dreistnaturel. Mar kompreñomp se, ne vo ken an disheñvelderioù  
mamenoù a eneberez, met hepken pinvidigez en ur c'horf unan. Ur  
c'horf evit ur vuhez uhel en deus ezom a izili lies ha disheñvel:  
al loened izelañ eo ar re n'o deus ket benvegadurioù diforc'het mat.  
Ha peseurt dellid a vefe d'an unvaniez kristen mar n'he dije netra  
da unvanieñ, ma vije plaenaet an holl diouz an hevelep patron ?  
Enep-natur e vefe, ha n'hall ket bezañ. War dachenn an natur e vo  
bepred disheñvelderioù etre an dud, pe e blijo dimp, pe ne blijo ket.  
Fazi ar Gummouriez a zo end-eeun lakaat da ziskenn menoz kristen an  
unvaniez hollvedel, war dachenn an douarel. Un touell n'eo ken.  
Kristenion 'zo a ra evelto pa fell dezo unvanif ar gristenion diñdan  
an hevelep doareoù diavaez. Disteraat ar Gatoligiez n'ec ken, oc'h  
ober anezi tra danvezel ha douarel, pa n'hell an unvaniez kristen  
bezañ nemet en spered hag en gwirionez, gant liamm ar feiz hag ar  
c'hras er C'hrist Jezuz.

Met ar re a fell dezo unvanif gant an diavezioù douarel a zo ar re  
ha ne drec'h ket ganto liam an unvaniez kristen. Ur brouenn int d'ar  
pez a lavar an n'hall ket bezañ unvaniez etre an dud er bed nemet  
gant ar garantez dreistnaturel o trech'hif. Met ret eo e trech'hfe ar  
garantez-se war pep tra. Pa gavan ur c'hristen a vro estren, ur  
gwir gristen, dacust hag e vefe trech'h em darempredioù gantañ, an  
unvaniez hon eus er C'hrist, pe an di sparti a zo etrezomp war dachenn  
an douarel ? Ma trech'h santadenn an unvaniez, on kristen ; mar ne  
drec'h ket, n'on ket. N'eo ket sur e trech'hfe bepred, zoken etre  
beleion. Gwelet hon eus se e-pad ar brezel diwezañ-mañ en darempredioù  
etre beleion alaman ha gall. Peurliesañ siwaz, ne oa netra  
kenentrezo nemet sevended naturel.

Pa drec'h ar garantez dreistnaturel, hon eus izelevez hag e  
kompreñomp gweleec'h e c'hell reoù all bezañ disheñvel diouzimp,  
e c'hell reoù all difenn ives o gwirioù, soñjal a recmp neuze ne

welomp ket marteze an holl wirionez ; marteze emp dallet, gant hon deskadur, gant hon rakvarnedennoù. Gouzout a ran ez eo bepred ur boan gwezenn galon gwelout o vont gant sonjoh disheñvel diouz hor re, tud a garomp evit o ijin hag o reizder. Hogen ar karomp dreist pep tra hon unvaniez er C'hrist, e chomo pep enebiez douarel tra dister e kenver al liamm douecl a vo etrezomp. E lec'h tamall egile, e klaskimp gant izelevez kompreñ hon nesañ .

Ka neuze e vo an Iliz pinvidigez hag unander, ur wir Gatoligiez. Neuze 'kresko an Iliz da c'homit en he dalc'h pobloù lies a speredegez dishenvel. Neuze ' vo kaset da benn c'hoant her Salver da c'homit an hollved ha d'e unvanian. Det gant da vone hep dilegal

Du nes stagñi puto oa non a gour-wen, t'entouez an levet oul hañe en ket gwennhaliñ anezhañ pe heuliad ar mulioù (offis uaderen an daolzioù, en nevez ar sif, a duiñsñ eñit ar oul euaned).

## DREMM AR BINIJENN GRISTEN

(Notenn war daouzek deizioù gwengolo hag an 18 vet sul)

Pep finvadenn a vez aroueziet el lizerjedoniez dindan an daou sin + (mui) ha - (nemet). Ar vuhez speredel a zo ur finvadenn da vezan aroueziet hi iveau dindan an daou hevelep sin: al lusk davit Doue dindan ar sin mui, hag ar pellaat diouz ar pec'hed dindan ar sin nemet. N'heller ket mont da Zoue hep dilezel ar pec'hed, hag a bep eil tro.

Goude bezañ sellet ouz ar pal, karantez Doue, setu ma tistro al liderez war soñj ar buridigez ret. An daouzek deizioù a ziskouezo dimp dreñm wirion ar binijenn gristen. Hag evel ma welimp, n'eo ket un dreñm trist e vefe, met unan kadarn ha laouenact gant hoal ar pal a zo da dizout. Ar sin "nemet" n'en deus ster ebet evit an Iliz nemet dre ar sin "mui", ne dalv nemet gantañ. Mont a recomp davit Doue, da gemer perz en e vuhez, en e frankiz, en e beoc'h : Ya kement se a dle leunian hor c'halon a drid hag a lañs. Mont a recomp war raoek, war du an neñv, ha mar dieomp sellout ur wech an amzer en adreñv da droc'hañ kuit diouzimp kement krap a glask herzel ouzimp, n'hou eus ket evelkent da vont war raoek a gil, hor c'hein troet ouz ar pez a vennomp tizout.

An daouzek deizioù-mañ en niz gwengolo a zo marteze ar re bennañ da vezan studiet da gompreñ mat soñj ha doare an diazezadur-se, e kantvedou kontañ an Iliz. Rak daouzek deizioù an Avent a zo kemeret gant menoz ar misterioù a gas da Ledeleg : ar c'hemenn d'ar Werc'hez, ar weladenn da Elisabed, prezegerez Sant Yann Vadezour. Daouzek deizioù ar C'hoaraiz a fell dezo reiñ embann d'ar yun bras a zaou ugent devez a zo o paouez kregiñ. Ha daouzek deizioù ar Pantekost a ra war dro donedigez ar Spered Santel a recomp neuze an eizved anezi. Hogen daouzek deizioù gwengolo a zo gant o soñj dezo, hep netra hag a zeufe d'en em gennskañ ganto.

Da ~~xix~~ stagañ outo ez eus a gav din, testennou an 18vet sul ha ne oa ket gwechall anezan en heuliad ar sulioù (ofis sadorn an 12 deizioù, en nozvez ar sul, a dalvez evit ar sul e-unan).

Ha setu o mennoziouù pennañ :

.....

War hent ar mad n'emaomp amañ, n'hou eus ket d'en em douellañ evel n'hor bije ket enebourion, ha reoh a bouez. Enebourion hon eus, Satan hag an diaouled. Evel laeron emaint o c'hadal un degouez mat evito. Ne dieomp ket o ankousat. Setu en aviel ar merc'her, danevhill ar bugel diaoulet n'o deus ket galiet an ebestel e bareañ ; er sadorn, paredigez ar vaouez klañv " a ca bet dalc'het gant Satan e-pad triwec'h vloaz".

Gwelout a reomp eo kouezet an den, siwaz, dindan dale'h Satan. Eroù an diaoul eo ar pec'hed, a zo droug d'an ene, ha mammenn pep droug iveau evit ar c'horf. Ganto omp chadennet en sklavelez.

Piw hon dieubo ? Piw en devo galloud da zisteurel ar pec'hedou ? Al lezenn goz ne roe ket c'hoaz nag an nerz da chom hep pec'hiñ, nag ar c'hras da vezan gwelc'het di uz al loustoni. Ha koadskoude, leun eo an Testamant koz eus galvadennou an den d'ar buridigez hag eus promesac'h Doue da c'hlanaat e bobl / Klevit en trede kentel ar sadorn ar profed Mika o tiouGANIñ dimp : " e tistyroio an Aotrou da gaout truez ouzimp, disteurel a raio hor pec'hedou d'o stlepel e don ar mor. Aotrou, diskouez a ri da lealded da Jakob, da drugarez da Abrac'harn, eval m'ac'h eus to et d'hon tadoù adal an deizioù a wechall, Aotrou; hon Doue " .

An drugarez prometet a viskoaz eo hor Salver Jezuz Krist a welomp en avielion o reifi pardon d'ar pec'hedou hag o kas kuit an diaoul. "Neuze e lavaras d'ar vaouez-se : distaolet eo da bec'hedou "(Aviel ar gwener). " Petra eo an aesañ da lavarout : Lamet eo kuit da bec'hedou, pe sav alese ha kerz ? Evit ma ouezfot en deus lab an den ar galloud war an douar da lemel ar pec'hedou, e lavaras neuze d'an deiz seizet : " Sav, krog ez kwele, ha kerz gantañ d'ar gér " (Aviel ar sul) . Breman e c'hell an holl anavezout eo deuet war an douar ar silvidigez : " Peogwir eo dfe nerz Doue e kasan kuit an diaoul, a lavare hor Salver, eo deuet en ne touez Rouantelez Doue ". N'eo ket Moizez en deus roet da Israel ar wir dieubidigez ; Hor Salver eo ar gwir Voizez en deus tenjet an den eus Egypt ar pec'hed hag eus sklavelez du an diaoul (c'hi kentel ha kan-komunion ar sadorn). N'eo ket Moizez an hini en deus kinniget da Zoue ar gwir dic'haou evit ar pec'hedou. Met hor Salver eo an hini a reas " diouz an nez, ur sakrifis dirak bugale Israel, ur sakrifis a c'hwez vat d'an Aotrou Doue " (Kan kinnig ar sul) . Kement a zo eus al Lezenn goz ne oa nemet skeudenn an Testamant nevez ; ha Tabernakl Moizez gant ar Santual, ha Santual ar Santualiñ, ne oa nemet skeudenn da Santual an Neñv, lec'h ma chom kloz Doue, an holl Aeled en dro dezañ, lec'h m'eo antrect ar C'hrist, beleg meur ar madoù da zont, goude skuilhaf e wad-en, da c'honit dimp ur silvidigez peurbadel (Abestol ar sadorn) .

Setu eta bezañs hor Salver en e glod o ren war hor pinijenn, ha gwirionez e c'haloud-santelaat da vezan levezor hor puridigez.

Penaos e tiskenno warnomp nerz salvus Jezuz Krist ? Penaos e kendalc'he da skarzañ diouzimp an diaoul, ha d'hor pareañ diouz hor c'hlef'eddou speredel ? Dre sakramantou ~~an~~ Iliz.

Skeudennou mat eus sakramant ar binijenn eo trugarez hor Salver e-kenver ar bec'herez (Aviel ar gwener), ha paredigez korf hag ene ar sezad (Aviel ar sul) .

Ouspenn-se hon eus sakramant an aoter ne dleomp ket ankouaat e dalvoudegez a buridigez. Mar deo ret kxz evit ar pec'hedou marvol en em lakaat dindan izalegez ar binijenn, e c'hellomp evit ar pec'hedou bihan en em skarzañ diouto gant nerz an oferenn. Petra eo ar pec'hedou bihan ? Un darvarantez d'un namm bennak ? Mar klaskomp en em unvanian gant hor Salver en e aberz, en em zistagomp dicoute. Goude en em brofañ gantañ d'an Tad er bedenn a sakridigez,

e resevimp er gomunion ar c'hras a zistano hor c'hoantegez fall . " Ra vo skarzet hor pec'hedou, ni ho ped, Aotrou, gant an ostiv man, ma vo santelact ganti korf hag ene ho servijerion da lidan bepred gwelloc'h aberz "(Pedenn-ginnig ar merc'her) / Ar gomunion a zo ar boued-nerzusaet a zo ret d'hen eneoù gwan : " Debrit ar boued fonnus, hag evit an died douz ... (Kan-Komunion ar merc'her).

Met an oferenn a zo c'hoaz puridigez ar pec'hed en un doare all. Ganti e c'hellomp reiñ paemant evit an dle a chom d'ar pec'hed pardonet. " An deiz-se a vo bras meurbet, anvet e vo deiz santel ; keuz a lakfot en hoc'h eneoù en deiz-se, hag e profot un aberz d'an Aotrou " (Eil kentel ar sadorn) . " Ra vo sav va daouarn, aberz ar serr-noz "(Gradual ar sadorn) (1) Sellit c'hoaz ouz kan-kinnig ha kan-komunion ar sul. Petra a ginnigfemp gwelloc'h evit dic'hegy hor pec'hedou-ni eget aberz ar C'christ e-unan a zo digoll evit an holl bec'hedou ? Kement a c'hellfemp ober, n'en devo a dalvoudegez hemet e sakrifis Jezuz, hag en abeg dezan. N'eo ket souez eta mar domp kouivet gant an Iliz en deiziou a binijenn, koaraiz ha daouzek deiziou, da ren en dro d'an aoter puridigez hon ene, pa n'helliomp netra en diavaez da silvidigez Jezuz Krist, pa ne dalv netra hon strivadencou en diavaez d'hen unvaniez gantañ .

Amañ evel e pep tachenn, en em ziskouez sakramant an Aoter, kreizenn pep buhez kristen.

A dalvoudegez vrás eo an oferenn evit hon lakaat da ren ar binijenn reiz. Hon mirout a ra war un dro ouz daou fazi enep : kontañ war ar c'hras hepken hep na vefe ret dimp strivan, kontañ warnomp hon-unan evel pa ne vefe ret dimp gras ar xxix C'christ . Rak degas a ra dimp soñj eus aberz hor Salver n'hen eus an daspren nemet ennañ, soñj eus an aberz unan a zo silvidigez ar bed ha mammenn pep puridigez, ha war un dro hon yxx gervel a ra da zegas hon aberz-ni gant hini Jezuz ; an oferenn eo ha hon oferenn, ha sakrifis an aoter eo sakrifis an Iliz hag hor sakrifis. Ha seul vrasc'h techob hor bo da skubañ, seul grefvoc'h e tleo hor strivbezañ . Diaouled a zo a c'houlenn da vezan skarzet, brasañ pedenn ha garvañ yun . (viel ar merc'her) .

Ar bedenn, Pep seurt pedenn a gavomp meneget. Ar bedenn a galon : " Prederian a rin war ho kourc'hemenou am eus karet dreist " (Kan-kinnig ar merc'her) ; " Aotrou, Doue va silvidigez, garnet em eus war du ennoch a-hed an deiz hag an noz, ra savo va fedenn betek ho pezañs, Aotrou " (Kan-kinnig ar sadorn) . Ar bedenn a veuleudi : " Ro bennoz, va ene, d'an Aotrou, Ha ankouaeaz ket e vadelezou, hag adnevesaet e vo da yaouankiz, 'vel hini an erer " (Kan-kinnig an gwener) . " Ra savo Da Fedenn evel an ezañs, dirak ho tremm, Aotrou " (Gradual ar sadorn) . Ar bedenn-lid : " Komzet hon eus diwar he fenn dija oc'h ober anoy eus an oferenn. Met lec'h a zo di deurelevez war an asped a ra dimp an Iliz da bedif holl a gevret, en deiziou-mañ : " Meulit gant trivli Doue, hon skoazell, kanit gant trid da Zoue Yakob ; eilit war an delenn kantigoù a zouster ; sonit an trompilhoi .... " (Kan-digor ar merc'her) . Evel ma reas Esdras a gouvias an holl dud da glevout komzoù ar Skritur, da gaout koun eus ar

(1) Ho pet soñj e veze graet gwechall ar sadorn gant ar serr-noz pe an noz, hag e veze savet e pep oferenn an daouarn digor gant an holl, e-pae ar bedenn a veuleudi (pedenn a sakridigez) evel ma vez graet bepred gant ar beleg .

silvidigez roet gwechall da Israel, evelise iveauz eo oup galvet da kiz lidan deizioù bras d'an hini a zo hon diwall a remziad da remziad. (Mil kentel ar merc'her). En daouzek deizioù eo gant devez ar sadorn eo an tan bras-an. Diouz lenn testennoù ar sadorn man e weler mat e veze gwechall anezan, un deiz gouel dilabour, gwestlet holl d'ar binijenn ha d'ar bedenn. Betek diw wech, goude hor gervel gant ar c'han-digor da azeulin Doue, da ~~xxxxxi~~ stouin dirazañ, d'Il veulif gant trivli, betek diw wech e tistro ar c'hentelioù da lavarout dimp ez eo an deiz-man un deiz a lid bras-kenañ, na vo graet ennañ labour ebet a-hed an deiz ; rak un devez a binijenn ez eo m'en devo trugarez ouzoc'h an Aotrou ho Zoue (Kentel kentan hag eil kentel ar sadorn) Amzer evurus ma c'hellid ober ur gouel-berz eus un deiz a binijenn ..

Mil tra goulennet diganimp : ar yun. Ezomh hon eus diouerin boued d'hor c'horf evit d'hor spered diouerin ar pec'hed. E-kêñver an tentadur e vo un arm, rak ur remed eo ar yun a-enep hor c'hoantegez, un nerz a-enep an diaoul. Ha nerz doueel a vo gant an arm-se, rak un doare-pedenn eo ar yun ma c'houlennomp enni digant an Aotrou reñ dimp un eskemm war dachenn ar spered hag ar c'hras, pez a zioueromp war dachenn ar ~~xy~~ c'horf hag an natur. E-kêñver ar pec'hedù tremont e vo ar yun hon dic'haou-ni da vezan profet gant dic'hacu Jezuz. Hag erfin ur bedenn a zoujañs ez eo, ur veuleudi da Zoue evit e zonezonou, un anzavadur eus e berc'henniez veur war kement tra 'zo.

Gant ar sakramantoù hag ar binijenn e teuio dimp a-bep seurt mad. Trugarez Doue hon leunio a bep donezon (Kentañ Kentel ar merc'her, kentel ar gwener). Da bep ene, santelez ; d'ar bobl a-bez, evurustec an eil o vezan stag ouz egile. Peoc'h diabarz ha diavaez, spleit ha sked e-touez ar pobloù all. " Gant Verb an Aotrou eo bet nerzusaet an neñvou, hag o holl greñvder a zo digant ~~Komz~~ e c'hencou. Evurus ar bobl a zo an Aotrou an Doue anezan, ar bobl en deus an Aotrou he dibabet da vezan e lod " (Mil Gradual ar merc'her).

D'ar bobl-se ne vo ken noazus madoù an douar, rak distag awalc'h vo dicouto gant an emziouer; ha dieub dicuz re-veur karantez d'ar bed mañ, e klasimp da gentañ rouantelez Doue, ha gant rouantelez Doue e teuio dimp pep donezon neñvel ha douarel. Seul vui e roer da Zoue, sul vui e resever dicutan; karantez an-unan reizet mat a grog gant karantez Doue. Setu amañ an damant da ledanidigez an Iliz : "Kennenit oberou an Aotrou e touez ar pobloù" (Kan-digor ar gwener). ~~xxxxii~~ "Broadou, meulit an Aotrou, pobloù kanmeulit anezan" (Pennad ar sadorn ; seli. ouz alleluia ar sul). C'hoantaomp donedigez leun ar rouantelez, gant diskouezidigez kloed hor Salver (Abostol ar Sul). Gortozomp gant spi ar madoù da zont promet dimp gant lealded Doue, a zo dija ar c'ras an arrez anezo. (Sel. ouz pedenn-ginnig ar gwener, pedenn-ginnig ha pedenn-gominion ar sadorn).

Neuze e vezimp leun a levinez-diabarz. Al levinez eo aergelc'h ar vuhez kristen. " Na vezit ket trist rak levinez an Aotrou a zo nerz dimp "(Mil kentel ha kan-komunion ar merc'her). Seul vui ma skarzomp dicuzimp kozni ar pec'hed, seul vuima kemeromp perz e yaouankiz Doue seul vui e tleomp tridal el levinez. An deizioù-mañ a binijenn a zo eta deizioù bras a joa. Setu asañ ar binijenn wirion ; an hini a gan a c'hoari telenn, a gemer dilhad gouel (Gwelit d'ar merc'her, kan-digor ha kan-komunion ; d'ar gwener, kan-digor, d'ar sadorn, kan-digor d'ar sul, kan-digor). Roarvat e talvez-dreist-holl kement-se evit \*

levenez diabarz an ene, met n'eus ket joa vrás na splannfe iveau en  
diavaez. Lakomp eta youadennoh a drid da silañ emziouer hor pinijenn.  
Rak antreet omp dijà en joa Doue hec'h-unan. Hag evel maz eo hon ofere  
a-vremañ skeudenn hon oferenn da zont, ra vezo hol levenez a-vremañ  
kan-digor d'hol levenez da zont.

O C'HORTOZ DISKULIADUR KLOD JEZUZ KRIST  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(19 vet - 24 vet Sul goude ar Pantekost )

En abestol an 18 vet sul goude ar Pantekost, daoust ma en em stag kentoc'h ar sul-se ouz ofis daouzek deiziou gwengolo o paouez echuiñ, en em ziskouez dija an hiraez da zonedigez diwezan hor Salver : "Na vanko gras ebet, eme Sant Paol, deoc'h-c'hwi hag a c'hortoz emzisklieriadur hon Aotrou Jezuz-Krist ". Gant ar Sul war lerc'h betek fin kelc'hiaid ar sulioù, eo bremen ar menoz a zeu war varr : dremm ar bed-mañ a dremen, ha gant diwez ar bed e tosta eil donedigez hor Salver. Ar soñjou en em renk evel war teir ledenn ad a zo kenskeudenn an eil d'eben. 1° Fin broadelez Israel gant an trubuilhet a verk kantvedou diwezañ hec'h Istor, ha distruj Jerugalem. 2° Fin ar bed, heskinerez a-enep an Iliz ha donedigez hor Salver XX da zasorc'hif ar c'horfou, da varn ar bed, ha da beurstabilaat e Rouantelez. 3° Fin pep den a zo dija e-kuz pez a vo diskleriet gant fin an holived. Ar skeudenn-greiz eo fin an holived, hi eo an hini pennañ, a zo rakskeudennet gant fin ar bed Juzev, fin ur bed, hag a zeu dijà da wir tam ha tamm gant fin an dud e-kerz an istor.

Gant miz here er breviai e kroger gant istor ar Vakabaidi. Pell dicouzimp eo bremen splannderiou ar rouantelez a-wechall e gre David ha Salomon. Ar reuz a zo tremenet war ar bobl dibabet, kaset eo bet betek diw wech d'an harlu, ha n'hall ken adsevel en he sked. Ret eo dezi chom dindan suj an estren. Ha setu ma teu an heskinerez gant Antikus Epifanes, pa fell dezañ hellenekaat ha paganaat Israeliz. Met diwar an diaesteriou e kresk an nerz-kalon : war c'halvadenn Matatias ar beleg, e sav ar judevion a-enep armeou Epifanes ; hag e-pad 32 bloaz e kendalc'hjont da stourm kalonek. Degouezioù ar stourm-se gant Matatias hag e vugale ar Vakabaidi, eo a lennomp bremen. Peseurt kentel tennañ diouto ? Ur gentel a galonegez. Dia e vo kantvedou diwezañ an Iliz, evel m'eo bet trubuilhet kantvedou diwezañ Israel. Met e-kreiz an droug e tleomp chom start ha divrall Ne dleomp ket plegañ d'an heskinerez, met sentiñ ouz Doue, betek lakaat hor buhez en argol.

Gant ar miz war lerc'h eo skeudennoù ken trist all. Lennet e vez ul odenn eus an Diouganerion. Hag enno e weler ar reuz a zo kouez war Israel, met war un dro ar spi o parañ, skeudenn ur rouantelez nevez .

Rouantelez ha ne vo ket douarel evel maz esper kalonoi kigel ar Judevion. Ur Rouantelez speredel eo na vo ket degemeret ganto ha distrujet e vo dre gastiz Jerusalem goz. Doue an Tat a gaso armeou da lazan muntreñion e Vab, ha da eilpennañ o c'heoded ( viel an 19 vet sul). Ha ret e oa ma vije diskouezet gant un srouez diavacez e oa echu an urz koz, echu an testament-se a dalveze war dachenn an danvez, savadurioù mein Jerusalem hag an Templ, ar galloud politikel ar madoù douarel. Fin ur bed e oa .

## II

betek he frangoposidigen. D'ober tro ar Iliz gwennet eus ur  
heoli Fin ur bed, a zo skeudenn da fin ar bed. Anat tre eo ar soñj-se  
pa lenner diougan hor salver diwar benn fin ar bed ( Aviel ar 24 vet  
sul) : da gentañ eo an trubuilhù a verko fin an Israel koz ; d'an ~~z~~  
eill, ar re a verko fin an hollved ; an eil re e vezañ heñvel d'ar re  
all : a bep tu, ar relijon argaset, fals-profeted o touellañ an  
dud, brezelioù ha reuzioù spontus .

Evel en amzeriouù diwezañ buhez Israel eo droug an deizioù (Abos-  
tol an 20 vet sul). Kastizet e vez an dud gant Doue, met diwar barn  
leal ez eo, rak stank eo ar pec'hedou. " Kement hoc'h eus graet,  
Aotrou, gant barn leal hoc'h eus gract. Rak pec'het h'n eus a-enep  
deoc'h, ha disentet ouz ho kouer'hennou " (Kan-diggr an 20 vet  
sul) .

A viskoaz evit gwir ez eus bet diaesterioù er bed, ha ~~hennadenn~~  
brezelioù etre ar pobleù, ha reuzioù bras. Ha d'ar re a veve en ur  
c'houlad ne seblante ket e c'hellfe an traou mont gwasoc'h biken.  
Pa veze ar Varvared o tiskenn en Italia, a vare da vare, e-pad ar  
5vet, 6vet kantved, da zistrujan pep tra a da waskañ an dud, e kave  
da Sant Leon ha da gristenion e amzer, e oa tost da vat fin ar bed ;  
ha ne oa nelij fin ar bed roman an hini a oa. Pegoulz e tevio fin an  
hollved ? N'ouzomp ket . E dalc'h Doue emañ an istor. Ha n'eus hini  
ebet ac'hanomp a zo bet kuzulier dezañ : " Dindan ho yo l emañ pep  
tra, eme kan-diger an 21 vet sul, ha n'eus den a c'hellfe herzel ouz  
ho mennad ; graet hoc'h eus pep tra, an neñv hag an douar, ha kement  
a zo e kelc'h an neñv. C'hwi eo mestr an hollved "

Ouz son'j fin ar bed eo stag hiniar varn diwezañ . Hag addistrein  
a ra en oferennoù anoy eus ar gont a vo da rentañ. Dont a raio ar  
mestr-tiegez d'ober tro ar sal-banvez da welout hag-eñ ez eus tud  
ha n'o deus ket an dilhad eured ( 19 vet sul). Ha c'hoaz eo heñvel  
rouantelez an neñv ouz ur Roue a vennas goulen o c'hont dûgant e  
servijerion : barnet e vezimp hervez m'hor bezo pardonet d'ar re  
all. (Aviel an 21 vet sul). Ha barnet piz e vezimp, nemet ez eo Doue  
trugarezus : " Mar sellit piz ouz hor pec'hedou. Aotrou, piw a  
c'hello denc'hel ouzoch ? Met madelzus oc'h, Doue Israel " (Kan-  
diger an 22 vet Sul) . Paz omp aliet da rentañ da Zoue pez a zo da  
Zoue eo gant ar soñj eus ar varn da zont. Krouet eo bet an den  
hervez skeudenn Doue, hag ar sin-se damziverket gant ar pec'hed  
kentañ a zo bet adtreset ennomp gant ar vadeziant. Goulenn a raio  
diganimp an Aotrou hag-eñ hor bezo rentet dezañ en hon oberoù pez  
a oa e dra, da lavarout eo kement tra. Rak Kaesar n'en deus war an  
dud nemet un damberc'henniez bennak, bresk ha dibad, Doue en deus  
warnomp hollberc'henniez.

Hogen, e keit ha m'emañ ar Jerusalem goz o /kouezañ, hag ar bed  
o vervelz a gantved da gantved, emañ o sevel tamm ha tamm Rouan-  
telez an neñv . Un dremm doubl a zo da v ster fin ar bed ha da fin  
ar Jerusalem goz. Pez a varv n'eo nemet ar pez a zo diglok, dibad,  
kement a zo c'hoaz dindan galloud ar maro, dindan/ dalc'h ar  
pec'hed. E kreiz an holl varventez-se emañ ar vuhez o kenderc'hel,  
o kreaskin, o trec'hin. Rouantelez Doue ne varv ket. N'eo ket bet  
distrujet gant an hini nevez, pez a oa gwir dalvondegez en  
Testamant koz, met adkemeret hag uhelaet. Rivinet eo bet Jerusalem  
ar mojeriou mein-bras, evit ma savfe Jerusalem nevez un eneoù. Hag  
ar Jerusalem-se ne varv ket, ne gosa ket, sevel a ra tamm ha tam-

betek he feuroberidigez. Pa seblant an Iliz gwanaat gant an heskinaduriou, n'eo nemet diavaez an Iliz a vefe tizet ha disteraet ; en abeg d'an diaesteriou en em ziskouez neuze eneoù disparoc'h gant un nerz hag ur galonegez dreistoc'h ; heskinaduriou fin ar bed a servijo da vuioe'h a sked da rouantelez an neñv. Doue eo mestr an Ister.

Rouantelez Doue ne ra nemet kreskiñ dibaquez betek he c'holkted da fin ar bed. Hogen p'emañ o 'n em stummāñ e kreiz ar boan hag an trubuilh eo aes kompreñ e c'hoanta he dieubidigez. Hiraez he deus an Iliz d'an urz peurbad, d'an deiz ma vo diskaret pez a chom eus gallou en diaoul, na vo ken heskinaduriou nag harlu na tra, met ar peoc'h hepken, hep aon ebet-ken rag an droug : " Feur e varnfot ar re a heskin ac'hanon ? Ar re fall a sko ouzin ; va sikourit, Aotrou va Doue " (Kan-komunion an 21 vet sul). " Kriet am eus war-du ennoe'h rak va selaou a refot : troit ho skouarn davedon ha klevit va e'hennzou " (Kan-komunion an 22 vet sul) alleluia ha pedenn-ginnig an 23 vet sul hag ar sulioù war lerc'h). Pez a raio neuze an Aotrou eo ar pez en deus graet dijà pa en deus tennet Israel eus dalc'h ar Faraon, pa en deus addegaset e bobl eus an harlu : " War riblou stériou bras Babulen omp aet 'n hor c'hoazez da leñvan ; gouellet hon eus o kaout soñj ac'hanout, Sion " (Kan-kinnig an 30 vet sul). Gant profeted an I stamant koz e leñwomp, nemet spi hon eus e promesaou Doue : " Lavar an Aotrou . Va soñjou-me a zo menoziou a beoc'h, nann a'glac'h ar ; va fedijñ a refot ha me ho selaouo, ha degas a rin en dro ar brizonidi eus a bep lec'h. Aotrou, roet hoc'h eus ho pennoz d'an douar, degaset hoc'h eus en dro Yakob eus an harlu " (Kan-digor eus a 23 vet sul tennet eus Yeremia). Neuze e kano an Iliz Alleluia kreñvoc'h eget youc'hadennoù Israeliz dieubet eus beli ar Faraon. "Pa zeuas Israel ermaez eus an Eïjpt, tiegez Yakob eus a-douez ar bobl kriz, Alleluia " (21 vet sul). Rak ne vo ken leñv, na brezel, nag heskinerez, nemet levezenez an unvaniez : " Pegen mat ha pegen kaer da vreudeur chom a-gevret unanet. Heñvel eo ouz al louzou frondus skuilhet war benn Aaron hag a ziskennas war e varo " (Gradual an 21 vet sul). Ha setu levezenez ar rouantelez dindan sin ur banvez : n'eus netra hag a gomzfe gwelloc'h dimp eus puilhder donezonou Doue, hag eus ar gengarantez a zo lezenn dezi.

Met levezenez an neñv a zo dijà hon hini war an douar, daoust d'an trubuilhou ha d'an heskinaduriou ha arteze en abeg dezo. Evesait nen eus e parabolenn ar banvez disparti ebet etre ar banvez war an douar hag ar banvez en neñv. Un hevelep gwirvoud eo a 'n em stumm er bed-mañ da vezan goursavet en neñv. Pez a varv eus ar bed eo kement a zo diglok. Pez a chom eo kement en em stumm a-drapp d'an douarel da vezan a dal ar bee-mañ ur veuleudi c'hlou da Zoue. Diwiskañ an douarel a dleomp over gant an emziouer kristen. Diwiskañ a raimp an douarel, karimp, pe ne garimp ket. Peurdevet e vo ar bed-mañ. Met evit dasorc'hñ splannoc'h, hag adsevel en ur sked speredel. Klod speredel a vo roet da gorfou an dibabidi. Hor bezet son'j eus komzou Yob pa ganomp diwar e benn e kan-kinnig an 21 vet sul. Yob hag a lavare : " Kredin 'ran ez eo bev va dasprener, hag en deiz diwezañ ec'h adsavin eus an douar ..." Deut eo an dasprener hag evel m'en deus adroet buhez da vere'h Jaïtra, evelise ken aes ha tra e tasorc'ho hor c'horfou. Eñ e-unan a zo bev en neñvou : korf klorus ar C'hrist, ez a zo arrez d'hen dasorc'h-ni. Peogwir eo bev korf ar C'hrist, ez emp dasorc'het dija, daoust ne 'm ziskouezo an dra-se en efed nemet

d'an deiz diwezañ : " Ni avat a zo hor spored en neñv ; ac'hano e c'hedomp H.S.J.K. a adstummo hor c'horf, izel vremañ, d'e hañvalaat ouz e gorf a splanner, hervez ar galloud en deus da lakaat pep tra da sentiñ outañ " . (abostol an 23 vet sul)

Hêñvel eo ar pez a c'hoarvez evit pep den ouz ar pez a c'hoarvez evit ar rouantelez a-bez. Tonkadur pep hini a zo hervez hini ar Rouantelez ; antreet omp enni gant ar vadeziant ; resev a reomp diouti ; lodenn ez omp enni. Ar rouantelez a zo da gentañ, rak ~~xx~~ ar ~~xx~~ Rouantelez eo ar C'hrist, e zaspren, e c'hras. Ar rouantelez eo ar C'hrist hag e gorf kevrinus. Pez a c'hoarvez ennomp eo eta ur skeudenn eus ar pez a c'hoarvez evit ar gorf a-bez. Evel ma tle ar rouantelez a-bez diwiskañ an douarel arack tizout an advuhez plann, e tle pep ene iveau tremen dre ar maro, maro speredel ha maro korfel d'an douarel, an eil o harpan egi e, arack tizout an advuhez plann. Dre ar maro e tleomp tremen evel hor penn Jezuz Krist. Diwiskañ hag adwiskañ a zo ret ober. Mar ne zilezomp ket c'hoantegoz ar c'hig da gemen an dilhad-eured e vimp kaset er maez en deiz ar varn (Aviel an 19 vet sul) . " En em adnevesait a spered hag en em stummit diouz a den nevez a zo bet krouet hervez Doue er reizder hag er santelez wirion " (abostol an 19 vet sul) . Skeudenn ar gwiskamant nevez a zistro c'hoaz d'an 21 vet sul : " Kreskit e nerz Doue hag en e c'hallooud. Gwiskit armou Doue .. Kemerit armou Doue na c'hellfot harpan en deveziou fall ha chom santel e pep tra " .

Stourm hon eus d'ober. Fall eo an deveziou. Ha kalon a zo ezom dimp. Na ehanomp ket da bediñ, gant spi : " Daoulagad an holl a zo troet war du ennoe'h, Aotrou, ha reñ a rit magadurez en amzer vat. Digeriñ a rit ho torn, hag e walc'hit pep hini gant ho tonezonou " (Gradual an 20 vet sul) . Gras Doue eo a roio di p chem start hep pec'hed betek deiz donedigez hon Aotrou Jezuz Krist "(Abostol an 18 vet sul.)

Ar sell tennet war-du deiz an Aotrou; lakomp ennomp evel daou esmae kontrol a greske puridigez hon ene : an aon rag ar varn, hag ar c'hpant d'ar peoc'h ha d'ar e'hled da zont .

Sonjomp e tleimp rentañ da Zoue kement tra zo dezañ, da lavarou eo pep tra. " Va breudeur, gwelit gant pebez evez e tleit bevañ, nan evel tud diskiant, met evel tud fur, oc'h ober gonid eus an amzer, rak deveziou fail ez eo. Rak se ne vezit ket diavez, met gweli petra c'houlenn Doue diganeoc'h " ( Abostol an 21 vet sul) . " Ho pediñ a ran ma kresko muioc'h mui ho karantez e pep skiant ~~ha furnez~~ ma welot petra "zo gwellañ, ma vefot dinamm ha dibec'h betek deiz C'hrist "(Abostol an 22 vet sul) . Klaskomp eta sevegiñ gourc'hemeñh Doue ha baleomp gant hent ar reizder. " Evurus ar re a ya dinamm gant an hent, a gerz gant lezenn an Aotrou " (Kan-digor an 20 vet hag an 21 vet sul ; sell. ouz kan-goumian, ha pedenn-goumion an 19 vet sul) .


War un dro baleomp gant spi. Hor bezet aon d'en em harpan warnet hon unan. Rak ac'hano eus hon unan ne zougimp nemet frouez ar pec'he.

Selomp ouz an hini a vo barner hon oberou evit en em dreññ outan a zo iveau Salver madekzus. " Kreskit en nerz an Actrou, hag en galloud e greñvder " (Abostol an 21 vet sul). Hor bezomp fiziañs e seveno Doue ennomp a benn deiz Jezuz Krist, an ober mat en deus kroget ennomp gantañ ( Abostol an 22 vet sul) . Mar karomp Jezuz Krist, mar kerzomp hervezañ e doujañs an Tad, e vevomp dija en neñvou, hag enskrivet komp war levr ar vuhez (Abostol an 23 vet sul). Dilezomp eta an an, nemet an hini d'en em harpañ warnomp hon-unan, kreskomp er spi, ha meulomp madelez an Tad en deus hon galvet da gaout perz en herez ar Sent, er sklerijenn, en deus tennet ac'hantomp eus galloud an deñvalijenn ha degaset da rouantelez e Vab muiañ karet (Abostol an 24 vet Sul) .

Neuze ra gresko ennomp iveau an hiraez d'an urz peurbad, ha da drec'h ar peoc'h, an hiraez da zasorc'h ar c'horfou ha da zistruj ar mao, an hiraez d'ar rouantelez klok ha da leunder ar bed, an hiraez da glod ar C'hrist o splannañ da viken en divrall.

An hiraez a oa hini ar gristenion gentañ eo a dleomp adlakaat ennomp. N'ouzomp ket pegoulz e tevio fin ar bed, nemet e tleomp e c'hoantaat, evel mara Sant Yann en e Ziskuliadur. Deuit Actrou, Krist, emezañ .

Deuit ennomp bepred. Evidomp-ni da vihanañ ne bado ket fin ar bed. Ra chomimp bepred ouz ho kortez gant fiziañs; gant karantez ha gant spi, ma c'hellimp lavarout : " Alleluia, Alleluia, prest eo va c'halon, Actrou, prest eo va c'halon, kanañ a rin, ho meulñ a rin, C'hwi va Joa, Alleluia " ( 20 vet Sul ) .



## AN TRIZEKVENT SUL GOUDE AR PANTEKOST

Kavout a recomp er sul-se ar sonjou-mañ : pec'hedou a zo e-barzh an Iliz met sellit, Aotrou, ouzh ho kevredadur. Ho pet sonj eus an emglev, eus ho promesa.

Er c'han-digor e kavomp sonj an Iliz en trubuilhou a zo kouezhet warni en abeg d'ar pec'hedou ; skoet gant an Aotrou evel pinijenn ha kastiz : Ho pet sonj Aotrou eus an Emglev ha na zilezit ket evit atao ho krouadurion baour; savit ha difennit ho kaoz, n'ankounac'hait ket pedennou ar re ho klask". N'eo ket hep abeg eo kouezhet warnomp ar c'hastiz, rak pec'het hon eus, met sonjit ez emp tud ho kevredadur. Ho kaoz eo hon hini : "Difennit ho kaoz". Kastiz et eo an Iliz evit he fec'hejou hag e klask en em drein adarre war du hec'h Aotrou.

En Abostol e kavomp sklaerc'h c'hoazh sonj an Emglev. Met luziet a-walc'h eo ar fragennou ma ne seller ket ouzh ar pezh a zo el lizher d'ar C'halated penn-da-benn. N'ouzomp ket dres pegoulz eo bet skrivet. Sonjal a reer eo bet skrivet a-rack Konsil Jeruzalem pa'z ae Sant Paol da gavout an ebrestel. Tabut a oa bet etre Sant Paol ha Sant Per diwar-benn kement-mañ : dacust hag e tlee bezh ar Gristenion dindan al Lezenn gozh pe nann. Da gentañ ne oa ket bet rodiet ar Gristenion nevez da heuliañ al Lezenn gozh, met laosk e oa bet Sant Per hag asantet en devoa da dudy a oa endro dezhau a oa evit mirout al Lezenn. Da skouer e oa bet difennet outo kemer o fredou gant ar Baganed, Tabut a oa bet ives diwar-benn an Amdroc'h, h.a. Neuze ar gudenn-se a oa da zirouestlañ er Sened Jeruzalem, hag e voe... Ar sonjou-se a oa e penn Sant Paol ha setu pezh'zo en e lizher : petra dalv al Lezenn Gozh? Daoust hag e ro ar justis? Ma 'z eo mat al Lezenn, n'eus ket ezhomm eus ar Xst, ma'z omp salvet gant al Lezenn, n'omp ket salvet gant ar Feiz er Xst. Dindan ar sonjou se emañ Sant Paol pa skriv e lizher d'ar Romaned. Ret eo lenn an daou lizher-se evit kompreñ gwelloc'h rak en hini ar C'halated e teu sonjou Sant Paol um tammiig a-dreuz hag a-hed, hep urzh, evel ma komzfe : Ar pez a gavomp e pennad hiziv eo kement-mañ : al Lezenn gozh ne dalv ket anezhi hec'h-unan. Ar Feiz eo hag a ro ar justis. Abraham a zo bet kavet just dre m'en deus kredet. En abeg d'e Feiz en deus ar justis. En Testament Kozh eo ar re o deus kredet a zo bet tud just, ha n'eo ket ec'h ober oberennou al lezenn, a-scoy kavet en deus gudenn. Ha petra "welamp" un diaz amzer a vez

Lezenn. Un den hag a rafe al Lezenn hep kaout feiz, ne dalvezfe ket dezhāñ.

E pennad hiziv e lennomp : "Va breudeur, promesaou Doue a zo bet roet da Abraham ha d'e ouenn. Ar Skritur ne lavar ket : d'e ouennou, evel ma vefe meur a hini, met da unan : ha d'az ouenn, a zo ar Xst. Santt amañ petra lavaran : ar bromesa graet gant Doue n'eo ket bet torret gant al lezenn deuet pevar c'hant vloaz ha tregont warlerc'h. Rak ma teu dimp an heritaj dre al lazenn ne zeu mui dre ar bromesa. Ha koulskoude dre ar bromesa eo bet rmoet da Abraham. Perak eta al lezenn, Savet eo bet abalamour d'ar pec'hejou, betek ma teufe ar Mesias prom etat, rojet eo bet gant an Auled dre zaouarn Moïzez, hanterour etre Doue hag an dud.." Da gentañ, merzhomp e skriv Sant Paol diwar-benn ar ger "ouenn", lakaet d'an unander er Skritur Sakr. N'hellomp bezañ salvet nemet gant ur ouenn : hini ar C'hrist. D'an eil, daoust d'al Lezenn bezañ deuet goude, he deus ar bromesa kendalc'het da dalvezout. Rak al Lezenn n'he deus ket torret ar bromesa ~~gr~~<sup>oet</sup> gant Doue da Abraham. Al Lezenn a zo bet savet en abeg d'ar pec'hedou, evit diskouez d'an den n'halle ket en em salvin anezhan e-unan. N'helle ket mirout al Lezenn. N'eo nemet dre ar promesa eo ~~bet~~ salvet. Gant se eo bet diskouezet dreist-telezh ar bromesa. Al Lezenn a oa un doare marc'had. Doue a rae ur marc'had gant an dud : rein a refet enor ha meuleudi din hag endro e roin deoc'h galloud ha trec'h war hoc'h enebourion. Pa ne roefket Pobl Iarachel enor da Zoue e oa skoet peogwir e oa bet torret ar marc'had. Evel e pep marc'had e oa un hanterour : Moïzez. El Lezenn Nevez, eo ar c'hontrol bev : n'eus ket ezhomm a hanterour peogwir eo ar bromesa donezon penn-da-benn. Doue a ro e-leiz, brokus. Ar C'hrist a sellomp evel hanterour etre Doue ha ni a zo bet kaset dimp gant an Tad : un donezon eo bet dimp. N'eo ket an den e-unan a zo en em salvet met Doue dre ar C'hrist en deus galvet anezhan. Neuze, n'hall ket al Lezenn gozh rein ar vuhez, n'hou eus ar vuhez nemet dre ar bromesa, dre ar feiz en Jezuz-Krist.

Perak eo bet digaset ur seurt kentel d'ar sul-mañ? Dre ma talvez bepred evit an Iliz hag evit an one. Pec'hedou a zo en Iliz hag ar pec'had kentañ a zo an distro d'al Lezenn gozh. An distro d'al Lezenn Gozh a zo pec'had a-snep ar bromesa, a-snep karantez Doue cughimp. Ma petra 'welomp? an dud endro dimp o vont

d'an oferenn, o chomp hep ober an droug, - d'an nebeutāñ, o klask ch om,gant aon rag an ifern, - . Ne sonjont ket eo hor relijon un dra a galon, ur bromesa, ur c'hlassk ober vad. Chom a recent en tu nann e-lec'h mont gant karantez war an tu ya. Al lezenn gozh a lavar : na ri ket kement-mañ, al Lezenn nevez : Karout a ri ... Taget omp ni iveau gant ar c'hleñved a oa dija e penn kentāñ ar Gristeniez. Pez a vank d'ar gristenion eo kaout Feiz, Spi ha Karantez a zo donezon ar bromesa. Komprem a recomp̄ bremañ petia 'c'houlenn ar bedenn a-stroll ha perak e c'houlenn se : Doue holle'halloudeg h a peurbadus, kreskit ennomp ar Feiz, ar Spi, hag ar Garantez, hag evit ma vimp dellezek da gaout ho promesaù grit ma karimp ho kourc'hemennou". Ar Feiz, ar Spi hag ar Garantez a zo diazez an ene er bromesa. Ne dalvez nemet "ar feiz ec'h oberian dre ar garantez"(abostol)

N'eo ket hep abeg e pouezo an Iliz e-pad teir sizhun war ar gudenn-se rak ar Feiz a zo deuet da vezan laosk. Al lezenn nevez a zo bet ankounac'hæt, an dud ne veulont ken Doue hag en abeg da se eo deuet trubuilhou.

Dacust ma seblant dimp an Aviel bezan pell a-walc'h eus ar sonjou-se e kavim pegen Riammet eo ganto. Dibabet eo bet en abeg d'ar c'hleñved a zo al lorgnez hag a zo heñvel ouzh kleñved an enecù o deus ankounac'hæt ar bromesa. Al lorgnez a zo ur c'hleñved a grog gant koll kizidigezh ar c'horf. Tamm-ha-tamm e teu war ar c'hroc'h en introù du a zeud da vezan niverusoc'h-niverusan hag a gontamm ar c'horf a-bezh. En amzer Hon Salver e oa kalzh a dud laour e Bro-Palestina. Ken niverus e oant ma welomp Lezenn Moïsez o rein lezennoù diwar o fenn. Bevan a raent distag diouzh ar re all. N'o doa ket ar gwir da dostaat ouzh ar re all. Pa c'hoarveze d'unan bezan pareet e tlee en em ziskouez d'ar veleion ha rein ur brof d'an Aotrou. Gouec'henn Hon Salver : "It d'en em ziskouez d'ar veleion" a-rack bezan pareet anezho ~~en~~ devoa talvoudegezh evito peogwir e kemenn d'an dud laour ar pezh a vez kemennet d'ar re bareet. "Hag o vont ez int pareet.

Gallicut a recomp̄ merzhout eo komzet en Aviel diwar-benn ar feiz : "da feiz he deus roet dit ar pare". Ar Feiz a zo diazez pep buhez kristen. Ar Feiz a c'hell salviñ an den. An aviel hag an abostol a echu gant an heveslep geriou : feiz en Jezuz-Krist.

N'eus nemet unan hag a zeuic endro da veulin an Aotrou, ha c'hoazh e vo un estren. Gwelomp bremañ petra 'zo dindañ ar pennad-se? Evit Tadoù 'zo al lorgnez a zo skeudenn an disivoudou en Iliz, hag en ene. En disivoudou ez eus traou mat alies met mesket int gant an traou fall a zeu da vezan ar c'hrenvân. Tammoù mat ha tammoù fall a zo e soñj an disivouderion evel e kroc'henn an dud laour. Ar re-se ne heuliont ket al lezenn nevez ha ret eo d'an Iliz o lakaat er-maez. Evit Tadoù all, pep pec'hed a zo lorgnez. Gant ar pec'hed en em lakaer en diavæz eus lezenn ar garantez. Dre ar pec'hed e teu ar feiz da wanaat, da zisteraat. An den ne ra netra hag a veulfe Doue. Eveljust e c'hell bezan - war a weler - un den a feson, met an droug a zo krog ennañ, taget eo gant al lorgnez. An Iliz evel ma welomp anezhi bremañ a zo taget gant al lorgnez. Ne veul ket Doue evel ma tñlefe ober. Dremm ar C'christ a zo kuzhet gant hor pec'hedou.

Groude ar paredigezh n'eus nemett ar Samaritan a zeuio endro da veulin Doue. Ar re o deus resevet kalzh n'int ket bepred ar re a veul anezhan. Hevelep tra a welomp gant an dud o tont da reseva sakramant ar binijenn. Dont a recomp gant c'hoant bezan pareet. Pareet int o vont.. Met pet a zistro da veulin Doue? Pet en em dro dñvetan a galon?.. Ar Yddevion i, n'int ket deuest da drugarekaat rak dindañ al Lezenn Goz emaint. N'eus ket a drugarekadur el Lezenn Gozh. An all a oa estren a zo bet pareet en abeg d'ar bromesa hag en abeg da se eo deuet da drugarekaat, rak ar bromesa a zo karantez ha meuleudi da Zoue. Ar gristenion a-bremañ, siwash, a zo dindañ lezenn an aon hag en abeg da se eo ne drugarekont ket ha né vedont ket. Laoskentezh enno da garout an Aotrou. Met petra 'ro ar pare? Kaout feiz ez eo, ha diwar feiz e téuio spi ha karantez da veulin Doue.

Er sul-mañ s c'halvomp Doue o Monaat dezhan an emglev nevez : ar bromesa.

Gradual : "Sellit Doue, ouzh ar bobl a zo deoc'h ha ne zilázit ket evit atao ho krouadurion baour. Savit Aotrou, difennit ho kaez, soñjit en dismegan's taolet war ho servijerion". Pedenn a fizian's, an Alleluia : Aotrou, c'hwi'zo bet hon repu e pep amzer. Hag ar bedenn kinnig : Ennec'h Aotrou am eus lakaet va fizian's;

C'hwi eo va Doue, etre ho taouarn emañ va buhez. Er bedenn war ar profou e c'houleñnomp d'uzh an Aotrou, sellout ouzh e bobl gant madelezh, ma vo tenearet e galon gant hor skkrifis : rentomp gras d'an Aotrou gant ar Sakrifis. Kinnigomp e Vab dezhñ ha bezomp sur e vo an tu da deneraat Kalon an Tad.

Ar Gomunion a zeuio da lakaat ennomp karantez : "Roet hoc'h eus dimp, Aotrou, ar bara eus an Neñv, bara saourus, leun a zouster". Ha startoc'h e vimp gant ar bara se a zo bara an Aoter : "Goude bezañ resevet ar misteriou santel-mañ, ra vezimp startoc'h, ni ho ped Aotrou, war hent ar silvidigezh".

Da vat e vipp war an tu "ya" a zo hini ar bromesa, hini ar garantez.

= := := := := := := := :=

Prezegenn 19 evit Deiz Gouel Ginivelezh an Aotrou (Prezegenn 23 er prezegennoh diwar-benn an Amzer) .

Selaouit,mibion ar sklerijenn, c'hwi bet advabet evit Rouantelezh Doue, va breudeur karet meurbet,selacuit,selacuit, ha tridit,tud vat, en Aotrou,ma c'hello ho meuleudi en abeg d'ho reizhder,be an hervez m'ep dleet.Selacuit pezh a ouzoc'h dija, ho pet sonj eus ar pezh hoc'h eus bet klevet,karit pezh a gredit,embannit pezh a garit. Evel ma lidomp gant ar gouel-mañ un deiz ha bloaz,e c'hortozit diganin ar brezegenn dleet .

Ya,ganet eo ar C'hrist,Doue eus e Dad, den eus e vamm.Ganet eo eus diwarvelezh e Dad, eus gwerc'hed e vamm.Ganet eus e dad hep mamm ebet, eus e vamm hep tad ebet. Eus e dad hep amzer ebet, eus e vamm hep sper ebet. Eus e dad evel pennabeg ar vuhez, eus e vamm evel diwezh ar mare. Hag o c'henel eus e dad, zo urzhier an holl dezhañ, o c'henel eus e vamm, ~~enixkizhenn~~ Enzo sakrer an deiz-mañ .

Rak en deiz-mañ eo paret evit salviñ pep trañini ay zo sklerijenn evit ar bed,dasore'h evit ar re varv,buhez evit ar re varvel. Ha setu perak e tleomp hizio lidan war un dro ginivelezh hor Salver ha ginivelezh hor silvidigezh. Genel a ra silvidigezh an dud, ar C'hrist, an hini a ro ar Brofeted testeni dezhañ. Genel a ra eus ur Werc'hez evel ma tiskler Iesbia er c'homzou-mañ :Setu ma vo dougerez ur Werc'hez,ha ma c'hano ur mab a vo graet anezhañ Emmanuel,pezh a dalv da lavarout : Doue ganimp. Diskouez a ra an diouganer gwirionez hor silvidigezh ha doare ar c'haneligezh-se. Dougerez eo ar Werc'hez a zo dianav dezhi an darempredok gant ar gwaz; bravez eo an hini n'eo bet stoket gant briatadenn ebet. Met mirout a reas en glannded hec'h izili ar pezh en devon roet ar Spered Santel d'Ec'horf sakr da resev.

Gwelit burzhud manm an A<sub>o</sub>troù : Hi, Gwerc'hez e kaout bugel, gwerc'hez e c'henel, gwerc'hez ha goude genel. Gwerc'hedd klodus ha frouezhusted splannañ. Ganet eo an hini 'zo nerzh ar bed, ha ne vez klevet klem van ebet digant an hini wilioudet. Ar bugel a zilez korf e vamm, degemeret eñ ganti ha koulskoude n'eo ket gwallet he gwerc'hded. Rak dleet e oa da c'hinivelezh Doue kreskiñ dezhi goopr he glanded, en doare na vefe ket gwasket pezh a oa disgwall enni gant donedigezh an Hini a zeus da bareañ pezh a oa gwallet; na vefe ket gloazet he gwerc'hded a gorf gant an Hini a ro ar c'hlanded a spered.

Ur wech ganet, ar bugel 'zo bet lakaet en ur prezeb. Sed ase kavell kentañ un Doue; Roue an neñv n'en deus ket disprizet ar strizhderioù-se. En hag en devoa kavet mat kemer da chomlec'h korf ar Verc'hez.

Kaset en deus en e rack an den Yann, a dleñ genel d'an neñv d'ar c'houlz ma tigresk an deizioù, hag Eñ 'zo bet ganet pa grog an deizioù da greskiñ : evit ma vefe gant se rakskeudemet pezh a lavar an hevelep Yann : Eñ a zo dleet dezhañ kreskiñ, me avat digreskiñ. Rak buhez an den ad die koazhañ evit tremen er C'hrist, enhoare ma vovo ken evito o-unan ar re a vev, met evit an hini a zo marvet ha dasorc'het evit an holl, ma lavaro pep hini ac'hanoemp pezh a lavar an Abostol : Bevañ a ran, met n'eo ket me ken, ar C'hrist avat eo an hini a vev ennon. Ret eo ma kresko hennezh, ma tigreskin-me.

E holl Aeled d'e ganmeulo evel m'eo dleet, Eñ hag a zo dezho boued peurbad, Eñ o vevaast anezho gant ur vagadurezh divreinus, rak Verb Doue eo a vevont eus e vuhez, a vevont bepred eus e beurbadelez, a vevont bepred evurus eus e vadelez. Int avat, a veul, evel m'eo dleet, an Duge a zo ouzh Doue, ha war al laezioù e rentont klor da Zoue. Hogen ni, e bobl ha deñved e beurvan, ma zellezimp ar peoc'h kement hag a

c'hell hor gwanded, dre hor youl vat. Hizie en gwirionez eo bet klevet mouezh an Aeled hag o deus strewet o tridal p'eo bet ganet dimp ar Salver, ar c'homzou-mañ : "Klod da Zoue e lein an neñvoù ha war an douar peoc'h d'an dud a yeul vat."

Dezho d'e veulin evel m'eo dilest, dimp-ni d'e veulin dre sentiñ putañ. Int a zo e gannaded, ha ni 'zo e zeñved. Leuniet en deus evito en neñvoù, un daol-pred, leuniet en deus evidomp war an douar hor p prezeb. Rak leun eo taol o banvez dre ma welont penaos ar Verb a oa er peñn kentañ, ar Verb ouzh Doue, hag ar Verb a oa Douez. Leun eo hor prezeb-ni p'eo deuet ar Verb da vezañ den ha da chom en hon touez. Evit ma tebrfe an den bara an Aeled eo deuet krouer an Aeled da vezañ den. Int a veul o vevañ, ni o krediñ. Int o perc'hennañ en dudi, ni o pediñ. Int o kemer, ni o klask. Int oc'h antren, ni o skeiñ.

Rak pezhini eus an dud a c'heillfe anavezout an holl deñborioù a furnez hag a skiant kuzhet er C'hrist, ha skeachet en paurentez e gerf ? Rak deuet eo da vezañ paour evidomp pa oa pinvidik, evit hor pinvidikaet gant e baurentez. Pa en deus kemeret hor meyentez ha kaset e varo da benn, eo en em ziskouezet er baurentez ; prometin a rae dimp pinvidigezhioù ampellet hepken, pinvidigezhioù ha n'en deus ket kollet. Pegen bras braster e zouster, anavezet e kuzh gant e zoujerion, ha peurifiolet d'ar re a esper ennañ ! Rak amañ ne ouzomp nemet dre lodenn, betek ma teuic pezh a zo klok. Hag evit ma teuimp da vezañ gouest d'e dizhout, eo deuet kevatal<sup>uer eo</sup> gant e Dad en e natur-Doue, da vezañ heñvel ~~ouzhimp~~ ouzhimp en hor stumm a sklav. Deuet eo da vezañ mab an den; deuet eo da vezañ heñvel ouzh an dud; hag evelloù en deus mab unel Doue lakaet mibion an dud da zont da vezañ mibion Doue. O vagañ ar servijerion dre 'n em ziskouez dezho e stumm gwelus ar sklav, en deus graet anezho mibion dieub galvet da welout stumm Doue . Rak mibion Doue ez omp ha n'eo ket bet diskouezet c'hoazh petra

'vimp. Hogen gouzeut a recomp e vimp pa n'em ziskouezo, heñvel outañ, dre ma welimp anezhañ evel m'emañ. Rak pere eo an teñzorion-se a furnez hag a ouiziegezh, pere ar pinvidigezhioù-doueel-se, nemet ar re a spiro dimp? Pehini ar braster-se a zouster, nemet an hini a walc'h ac'hanomp? Diskouez dimp eta an Tad hag e vo awalc'h dimp. Hag en ur psalm e lavar dezhañ unan bennak ac'hanomp, pe unan en hon touez, pe unan evidemp : Va gwalc'h am bo, pa 'n em ziskouezo da glod". En hag an Tad a zo unan; hag an hini a wel anezhañ, a wel ives an Tad. Rak Aotrou ar galloudouù eo ar Roue a glod. Hon distrein a rao, hag e tiskouezo dimp e zremm, ha salvet e vimp, ha gwalc'het e vimp, hag e spiro dimp.

Ra kavaro eta hor c'halon dezhañ : "Klasket em eus ho tremm, ho tremm, Aotrou, a glaskin, na zistreit ket ho tremm diouzhin-me". Ha ra responso e-unan d'hor c'halon : "An hini am c'har a vo karet gant va Zad, ha me a garo anezhañ hag /en em ziskouez a rin va-unan dezhañ". A dia sur, ar re a lavare ar Salver kement-se dezh, a wele anezhañ gant o daoulagad, ha klevout a raent gant o diwskouarn mon e vouezh, met en o c'halon-den e kredent gwelout un den ; hogen d'ar re a gare anezhañ e promete en em ziskouez e-unan e seurt doare n'en deus ket c'hoazh gwelet lagad an den, na klevet e skouarn, na santet e galon. O c'hortoz avat ma c'hoarvezo se, o c'hortoz ma tiskouezo dimp pezh a spiro dimp, ma evimp anezhañ, feunteun a vuhez, ha ma kavimp neuze hor gwalc'h, e keit-se, tra ma pirc'hirinomp amañ pell diouzañ o kerzhout dre ar feiz, tra m'hon eus naon ha sec'ked eus ar justis, ha ma c'hoantaomp gant breud dilavarus, gwelout kened e stumm doueel, lidomp gant doujañs deol e c'hanedigezh dindan stumm ar sklav. N'hellomp ket arvestiñ c'hoazh penaos eo bet ganet araok goulou-deiz gant an Tad, met lidomp a-stroll penaos eo bet ganet gant ar Werc'hez en euriou an noz. Ne gompreñomp ket c'hoazh penaos e chom e ane arack krouidigezh an heol, anavezomp penaos

en deus savet e delenn dindan an heol. Ne xxing welomp ket c'hazh ar lab unel e chom bepred en e Dad, hor bezet soñj eus ar pried e tont  
ermaez eus kambr an dimezi. N'emp ket e'hoazh barrek da azezañ ouzh  
banvez hon Tad, anavezomp prezeh hon Aetroù Jezuz-Krist.

Savet en dalc'h : à Diwalis en a'zinivalezh-Doue, gwelus en a  
Genver 1948.

C'hizivalezh-an, en aili hag obou, gwelus. Ketu parlez pa en deus  
diugonat er Prezed : "Piw a c'hellie dearevellean e c'zinivalezh ?"  
diwar-denn pokini anezho e korze § L'eo ket aog han otre. Daoust hag e  
vije ar c'zinivalezh-se n'eo bet ganet enni a viskoazh peurhad ment en  
Tad gourbad, ne en hini n'eo bet ganet en aozar gant ur varc'hag en  
davañkrouet e-unan, evit behaï krouet ganti.

Daoust hag e vije ar c'zinivalezh-se en vez ganet bepred minis an  
hini a zo a viskoazh ? Nak piw a c'hellie dearevellean persono eo bet  
ganet ar sklerijenn eus ar sklerijenn, en aili hag egile o valz ar  
sklerijenn kophen ? Popatu eo bet ganet Doue eus Doue, kip na veze  
creeket niver an deuch ? Formez e vez laveret diwar o helli et eo bet  
ganet, evit pa vije un dra dremont; ha koulekoode an ouer, et c'lini  
valzh-se, n'eo kouvar re ok d'ober uneshi tra cravent ; an aozar  
n'eo bet biskorn arañk doushi d'he lakast er dremont; na koulekoode  
all, n'ouah ket ar c'zinivalezh-se en aozar a-vrasañ, evit pa vije  
c'hezhañ a c'hourenn, hag evit pa ne vije ket tra peur'hant. Ar  
c'hantigedenn piw a c'hellie eta le dearevellean, ne anou a-en c'au  
ezzerien koul a zo da sizploañ. Ha pa dremont evit en arzel kouez  
ar C'hizivalezh ?

Na, an houel op derrc'e c'zinivalezh eus ar C'hizivalezh, piw a c'hellie  
dearevellean, ne bet anezont et c'hezhañ kip silouet. Kif ar  
ezzerien koul a zo da sizploañ. Ha pa dremont evit a vagad, ne iou  
liger, ne iouz, ne iouz, ne iouz.

Prezegenn 8 : En Beiz Gouel Ginivelezh an Astrol  
(Prezegenn 12 en prezegennou diwar-benn an Amzer).

Lab Doue, an hevelsp Hini hag a zo ives lab an den, hon Astrol Jezuz  
Arist, ~~ganet m'eo bet~~ eus an Tad hep mamm ebet, en deus krouet an  
holl deizioù, ~~ganet m'eo bet~~ eus ur vamm hep tad ebet, en deus  
sakret an deiz-mañ : En diwelus en e c'hinivelezh-Doue, gwelus en e  
c'hinivelezh-den, en eil hag eben, sebezhus. Setu perak pa en deus  
diouganet ar Profed : "Piw a c'hello dezrevellañ e c'hinivelezh ?"  
diwar-benn pehini anezho e komze ? L'eo ket aes hen barn. Daoust hag e  
vije ar c'hinivelezh-se m'eo bet ganet enni a viskoazh, peurbad gant an  
Tad peurbad, pe an hini m'eo bet ganet en amzer gant ur vamm hag en  
dija  
devo~~v~~krouet e-unan, evit bezañ krouet ganti .

Daoust hag e vije ar c'hinivelezh-se ma vez ganet bepred enni, an  
Hini a zo a viskoazh ? Rak piw a c'hello dezrevellañ penaos eo bet  
ganet ar sklerijenn eus ar sklerijen, an eil hag egile o vezañ ur  
sklerijenn hepken ? Penaos eo bet ganet Doue eus Doue, ksep na vefe  
kresket niver an doueon ? Penaos e vez lavaret diwar e benn ez eo bet  
peurbad, pe an hini m'eo bet ganet enni a viskoazh, peurbad gant an  
Tad peurbad, pe an hini m'eo bet ganet en amzer gant ur vamm hag en  
dija  
devo~~v~~krouet e-unan, evit bezañ krouet ganti .

all, n'emañ ket ar c'hinivelezh-se en amzer a-vremañ, evel pa vije  
c'hoazh o c'hoarvezout, hag evel pa ne vije ket tra peurc'hraet. Ar  
c'hannedigezh-se piw a c'hello eta he dezrevellañ, pa chom a-us d'an  
amzerioù pezh a zo da zisplegañ, ha pa dremen avat en amzer komzoù  
an disploeger ?

Hag en hevelsp doare, e c'hinivelezh eus ar Werc'hed, piw a c'hello  
he dezrevellañ, p'eo bet anghentet er c'horf hep sikour korf ur  
gwas, p'en deus roet o c'henel laezh d'e vamm evit e vagañ, hep lemm  
diganti he gwerc'hded.

"eus forzh eta pehini anezho, pe an eil gini velezh, pe eben, piw a  
 c'helle odezrevellañ ? Heman eo an Aotrou hen Doue: henañ eo an  
 hanterour etre Doue hag an dud, Eñ den ha Salver, an Hini a zo bet ganet  
 eus an Tad hag en deus krouet e vamm, an Hini a zo bet krouet gant ur  
 vamm evit rentañ kloñ d'e Dad. Eñ a zo mab unel an Tad hep na vije bet  
 ganet eus ur plac'h, Eñ a zo mab unel e vamm hep briataerezh ur gwaz.  
 Heman eo an Hini "kenedus e stumm, dreist da vibion an dud", mab santez  
 Vari, pried an Iliz santel Mely en deus lakaet da vezañ heñvel ouzh e  
 vamm. Rak lakaet en deus anezhi da vezañ mamm ha koulskou de he miret  
 en deus dezhañ e-unan da werc'hez. Rak diwar ~~eben~~ en Iliz eo e  
 lavar an Abostol : "Hoc'h unanet em eus d'ur gwaz uhel, dec'h d'en em  
 ziskouez ouzh ar C'christ evel ur werc'hez c'hlan". Ha o'hoazh e lavar  
 diwar he fenn : "Non mamm n'eo ket ar sklavez, met ar wreg en he frankiz,  
 a zo dezhi, goude bezañ bet dilezet, muic'h a vugale eget an hini a zo  
 bet ar gwaz ganti". Koulz d'an Iliz ha da Vari eo bet roet gwerc'hded  
 peurbad ha frouezhusted disgwall. Pezh he deus ~~xmuk~~ houman dellezet en  
 he c'horf, he deus honnezh miret en he spered; hogen pa n'he deus houman  
 ganet nemet ur bugel, honnezh a c'han lies hini o strollañ he mibion en  
 unan dre an Hini 'zo unan .

An deiz-mañ eta eo an deiz m'eo deuet & er bed an Hini a zo bet græ  
 ar bed gantañ. Deuet eo da vont bezant er c'horf, hep dont da vezañ  
 ezvezant en e c'halloud, rak er bed-mañ edo ha deuet eo en e dra. Er  
 bed edo, met dianav d'ar bed; rak ar gouloù a lugern en deñvalijenn, met  
 an deñvalijenn n'he deus ket kompreset anezhañ. Deuet eo er c'horf, evit  
 gwelc'hñ c'hoantegzhioù fall er c'horf. Deuet eo remed d'an deuar,  
 evit pareañ hen daculagad-diabarzh, ni bet daliet gant an deuar diavaez,  
 evit ma teufemp o vezañ bet diglañvet evelse, ni hag a oa bet betek-henr  
 teñvalijenn, ma teufemp da vezañ sklerijenn an Aotrol, evit na lugorofe

ken ar sklerijenn en amc'houlou, sklaijenn bezant da dud ezvezant, hogen evit ma 'n em ziskouezfe sklerijenn anat da dud sellerion. Evit an ober-se e kerzh war Raok ar pried o tont ermaez eus kembrañ an dimezi, hag e trid evel ur ramz o vont da redek e hent, karantezus ha spourenus taer ha seder, kenedus evit ar re vat, ha gary evit ar re fall. ~~Raouel~~, ~~gonda~~  
~~da~~ chom en kalon an Tad, en deus leuniet askre e vamm. Er gaibr-se, da lavarout eo, en korf ar Werc'hez, eo deuet an natur-Doue d'en em unanîñ gant an natur-den; hag ar Verb deuet da vezâñ korf evidemp a gerzh war-raok ermaez eus korf e vamm, evit aozâñ dimp ul lec'h ma chemimp ennañ. Gant levenez eta lidomp an deiz gouel-mañ, en ur c'hoantaat feal an deiz gouel peurbadel, dre an Hini peurbadel a zo bet ganet dimp en amzer, Jezuz Krist hon Astrou, a vev hag a ren a gantvedou da gantvedou. Amen.

Genver 1948 .

Prezegenn St Kosten diwarbenn ar peoc'h & an unvaniez

Lennet hon eus en Aviel, breudeur karet, penaos pa oa ar Salver, hon Aotrou, o tostart d'e Basion ha pa oa krog da ziskulian d'e ziskinion e dremen eus ar bed-mañ d'e Dad, e kemenzas dezo e touez al lavarou all a oa ouz o lezel d'e gumpagnuned, da gaout sonj anezañ, kement-mañ dreist-holl : mad ar peoc'h hag an unvaniez, evit donezon, iplisial eus e berz ha pourvez dezo. Lavarout a ra : " Va feoc'h a roan deoc'h, va feoc'h a lezen deoc'h " (Ann 14), evel a lafarfe : "Er peoc'h em eus lezet ac'hanoec'h, er peoc'h e kavin a'hanoc'h endre O vont kuit e feille dezañ reiñ pez a c'hoantac kaout gat pep hini pa zeufe adarre. Hen reiñ a reas d'a dud da herez, o prometip pep donezon, gopr ha l'ore d'ar re a vewfe ar peoc'h. Ar fell dimp eta, breudeur, bezan hêred d'ar C'hrist, a tleomp bezañ en e beoc'h ha chom annañ. Rak evel m'hoec'h eus kievret, er peoc'h eo an hini en deus ar C'hrist roet dimp : sourc'hennet en deus dimp mirout en e yac'h, ha diai, engley ar garantez.

En ul lac'h ali e tiskouez en un doare ester pescart kaederiou a zo d'ar peoc'h-se, pa lavar : " Mvurus an dud a beoc'h, rak anvet a vint mibion Doue (laze V) ar deo gwir a krog da vezan anvet sab Doue an hini en deus staget da vezan den a beoc'h, er c'hostrol an hini ne fell ket dezañ karout ar peoc'h, a nac'h ivvez bezañ anvet sab Doue. Ne fell ket dezañ kaout Doue da dad an hini a zispriz ar peoc'h. Et eo eta d'ar re a zo mibion Doue bezañ peoc'hus, doue a galon, eeun a lavar, liasset gent kengarantez, kenstrollet hag unvanet dalc'hmat a enc.

- et ar peoc'h-se, n'eo ket gant an dud fallakr hag a gav peoc'h kenstrezo en a fec'hed h o-unan, a dlefemp mirout a ezañ, XXXXXIX, hogen gant ar re vat, gant ar re a zalo'h da c'hours'hennou Doue. Peoc'h ar C'hrist a dalvez evit ar siltidigez peurbadus, peoc'h en diaoul a gas d'en engoll diziwez. Ar peoc'h gant ar re vat, met ar brezel ouz an drouk -c'hoantegez a tleomp ren bepred; ha drougoberou an dud fallakr a tleomp kaout kasoni outo. Carvat an dud o-unan, dacust dezo bezañ fal, a tleomp karout anezo, dre az int krouadurioù Doue. - et ar peoc'h hag a zo en dud vat eo an hini a genstroll an nesañ en ur gengarantez a vreudeur. Ar peoc'h eo an hini a c'honez da c'hopr, dreist kement all, spered Doue. Ar peoc'h eo nammenn ar garantez ; ar peoc'h eo sin ar santelez, na lavar en Aotrou dre an diouganer : " Arit ar peoc'h hag ar wirionez "(Zakaria). Ar peoc'h eo yec'hed ar bobl, glor ar beleg, ievez ar yro, son an enebourion pe welus pe ziwelus. Gant hon holl nerz, breudeur, miroup ar peoc'h, rak an hini a chom er peoc'h santel, an hini a vev en kevredigez sent Doue, a chom atav en Aotrou .

Labour ar beleg eo kelenn d'ar bobl gant peoc'h, petra 'die ober, ha dever ar bobl, selou gant izleget kentelioù ar beleg. Kement he dleer ket ober, eo karg ar pastor diwall na v're graet; dever ar bobl eo sentin da chom hep hen ober. Ra glasko eta pennou an iliz hag er re a zo dindan o suj n rout e pep tra kenstrezo, er feiz hag er garantez, liam an unvaniez : rak hep ar peoc'h-se ne vo/ ket ressuet gant Doue na pedem ar beleg, na prof ar bobl. Ar fell dimp bezañ selouet buan gant Doue ha gwealout hon donezonou degeneret a-galon gant, chomorp er peoc'h. Diwar-benn-se, ar wirionez hec'h-unan he

deus teurvezet hor c'hoanteliah : " ar degacez, e-szi, da bret d'an aoter, ha mar kounaez eno ez eus un dra bennak gant da vreur a-enep dit, lez eno da brof dirak an aoter, ha kae da vertes l'ober peoc'h gant da vreur ; ha neuze e c'helli dont endro da ginnig da brof "(Maze hor Salver e-unan en Aviel o komz d'e dad eval-henn : " Lad, emezah, e, (Yann XVII). Ac'han o e lavar ivez an Abestel : " Hoo'h aspedig a ran, breudeur, da gaout hel un hevelep furnez hag un hevelep lavar " (Kor. I, 10). Ha c'hoaz e lavar : " Ra vo ket kenetrezo'h na gwali-gadenn na rendael ; ra vo skarzet eus ho touez, pep c'hwerdor, buanegez, taeropi, trouz, drouk-komz." (af. IV, 31). En hevelep doare en un arroudenn all : " En em c'houzanvit gant karantez, klas'it mirout unvaniez ar Spered e kevre ar peoc'h. N'eus nemet ur c'horf hag ur spered, eval nan hoc'h bet galvet nemet d'un hevelep go-nag." (af. IV, 24).

An unvaniez-se a-ene a veo gwechall anezzi en anzer en Abestel. Pobl nevez ar Gredourion pa vire gouc'hement hag an Aotroù, a chome er gengarantez; prouenn eo kement-se a zegas dimp ar skritur : " Angroez ar re a devoa kredet, a veve en ur galon, en ux spered." (Ober. II) Ha c'hoaz e lavar : " Kendero'hel a raent holl da bediñ en ur galon, gant ar gwragez, gant ari, an hini a oa bet maañ Jezuz, ha gant a vendeur" (Ober. I). Setu perak e oa efedus o fedennoh, setu perak e c'heilient gouleñn gant fiziañs petra bennak a vennent kacut digant trugarez Doue.

Met en hon touez an unvaniez-se a zo act war wanaat, eval m'eo digres ket ledander hon obererez. D'ar c'houz-se e werzent o ziez, hag o sevel jezo o-unan teñzoriñ en neñv, e tigasant ar pris anezzo d'an ebrested d'e rannañ en implij ar beorion. Met bre en ne roamp ket zoken an dekvedenn eus hor madoù. Ha pa ro an Aotroù gouc'hement da werzai, e klaskomp kentoc'h prenañ hag ampledih. Ev else en hon touez, eo digresket kreñvder ar feiz, eveles eo bet gwanast nerz ar gredourion. Ha pa sell an Aotroù ouz hon amzerioù e lavar en e Aviel : " Nab an den pa zeuic, daoust hag e kavo ar feiz war an douar ? " (Lukaz 18) Dindan hon daoulagad e welomp c'hoarvezet pez en deus diouganet. Ar feiz n zo doujans Doue, lezenn ar reizder, karantez, oberoh-sat. Met n'eus den o sonjal gant son en da-zont. N'eus den o sellout ouz deiz konnar an Aotroù, ouz ar c'hestiz a zeuio war an dud diffeiz, ouz ar poaniñ peurbadus divizet d'ar re 'zo bet treitourion d'ar feiz. Sur en dije aon hor spered mar kredfe, met m pa ne gred ket, n'en deus ket aon : sur ma kredfe, e tiwallfe : ha mar diwallfe, en ee ziwallfe.

En em vrudomp eta, breudeur karet-neurbet, kement ha ma c'hellomp ha goude terrin kousked an digasted koz, beilhomp da virout ha da gas da benn gouc'hement hag an Aotroù.

En em stummomp hervez m'en deus gouc'hement dimp, o lavarent : " Bezit gourizet ho targreiz, gant gouleier en ho torn, hag henvel ouz tud o c'hortoz ma tistroio o mestr eus an eured, evit digeriñ dezhañ discoutu pa stoko. Hag evfurus ar servijerion-se a vo kavet gant o mestr o veilhan pa zistroio" (luk. XIII) Ret eo dimp ezañ gourizet, preest, evit na vezisp kavet huiolet & rouestlet pa zeuio warnomp an deiz da vont-kuit. Ra lugerno en oberoh sat hor sklerijenn, ra splanno, evit d'ar sklerijenn-se hor bleinañ eus noz ar c'hetved-mañ betek sklerijenn ar garantez peurbad, lec'h en vo tanvat gant ar c'christ gwir oberour ar peoc'h, ha gant e Neled santel, peoc'h diziwez ha peurbad : donezon hon Aotroù J.K. a vev & a ren gant an Lad & ar Spered antel, eval Doue, & faitwazh do Sieurien. Lusa.

Goude ar gwezenn e kromm Jezuz sent e ziekibion diwar ha c'hoaz ur pennadig c'hoaz ha n'es gwelet mi Diوار-benn petra diatre a kromm e also hor alver diatre merket zistro en e gled ? E'go ket. Mar lennoep an tro-war-droioù e wel oug vitan da vont kuit, ne zilezo ket e ziekibion. Has a raie dese e spered, ha dre e spered e vo aill a vo ganto, e reis dese norz gallor sklerijen : en deiz-no e vo Lannan-barr kilon an b'otel.

Et kement gwech na kromm Jezuz eus e zistro, n'en ket bepred kannet eill e zenedigez evel santezaer a dieoup kaopren. Four les eo e zistro evel barner a zo kaoz anezhañ. Anel gwelomp testoc'h an traoù.

Aes eo c'hoaz ar frazennoù ma tiougan Jezuz eme e benedigez da fin ar bed evit ar varn diwezhañ. Anavezout a rit an arroudennoù eus mab eze (XII, 49-53), a lennoep da aviel er sul diwezhañ goude ar Pouekjt. "Naktañ goude an dgezañ doanfus-se e telvalioù an haol, ne roio mui ul leax he sklerijen, e krouez ar stered eus an nev hag e vo stroñs e gallicadesiezh an nev. Nevez eo'h en em ziekouezo en nev arouez aeb an den, hag hell vorisdoù an dour a laotko gwelevarzh. Ha gwelet a raist ab an den o tout war gorbrenc'h an nev, leun a c'halloud hag a veurdeù. Na rae a rae e Aled gant an trampilh bras hag e tastumant e zibabidi (élos) eus ar pevar avpl, eus en eil penn d'egile d'an cabl". Anet eo e kromm anezhañ ar salver eus e eil-donedigez da fit an arserioù. Et gouzont a rit ivaz n'eo ket ken sklaer ar penn kontañ eus ar pennad. Rak n'eus ket anez hepken en dieugan hor alver eus e zistro evit ar varn diwezhañ, met da gentañ e kromm eus an hekinadurioù hag an trubuilh o dovo e ziekibion da c'houzañ a-hed ar c'kantvedoù. Da c'houde, eus distruj Jeruzalem da c'houzeaut hepdal ; erfin eus ar varn diwezhañ da glozhañ displegadurez an Istor. Gwelit testom l'ant Lukas (XII, 5-37) hag a zo sklaerc'h ( trubuilh o a-hed an Istor, ar arok en eil distruj hag egile, 5-19 ; distruj Jeruzalem 20-34 ; amzervez ar e-bloù, 24 ; distruj ar bed, 35-39). ar gouzomp etin e teuio hopdale fan ar bed Judev, na he vo ket trevezet ar romzied-tud a vev en amzer hor alver ken na vo douet, n'ouzoop ket evat pogoula e teuio fin ar bed hell, rak etre distruj Jeruzalem ha distruj an amzer, e .. "amzervez ar pobloù" (Lukas XII, 34) na vo prezeget en Aviel dre an douar a-bez evit silvidigez ar Maganed.

Met trolomp evez euz lavaroù hor alver da ochniñ e ziougen : "Ne dremmo ket ar romzied-tud-eñ na c'houzeo an hell drap-h-eñ" "n'hell drap-h-eñ ? Fenevez? Enoùp e pionaz gwelet a tie bezed prezeget an Aviel dre ar bed hell, e tie piaut amzervez ar Maganed, rak trubuilh o-lais a vo, ha "Ganto ne vo met diouest en diwez ". (Lukas XII, 9) Fenevez nemz e c'hellif lavaroù Jezuz e c'houzeo an hell drap-h-eñ ar arok da dud ar romzied-an d'arzel ! Distroomp e'an Avieloh. Gwelomp testoc'h. Douest ha n'eoñ ket e soñj her alver lakat fin Jeruzalem keñver ha keñver gant fin ar bed ? Distruj ar bed Judev a zo ur rakaksoùenn da zistrui ar

holliwed. Trubuilhoù heñvel a vo an cil degouez hag egile: heakinadurioù, fals-profeted, gwali-sur a-daoù-trume. En un hevelep selladeen e wel Jezuz an cil darvoud hag egile; hag er eter-se e c'heñvelavarout ne dimeno ket ar renziad-mañ ken na vo c'hoarvezet an holl draoù, ken na vo c'hoarvezet diskar ar Judeviez e gwirionez. ha fin ar bed en he skeudenn. An ebetal en e gouloù o devo ivaz kennesket an traoh : "Lavar dim pegouliz e vo se, pa ne chomo ket amañ maen war vaen, pessurt sin a vo gant da zenedigez (parousia), ha gant fin ar bed ?" (Matz XXIV, 3). L-lec'h lavarcut dezo : "Nam eo ket se : fin deruzalem ha fin ar bed n'o deus liam ehet kenetrezo", e lavar : " Ya, un hevelep mister eo an cil darvoud hag egile : mister va cil-donedegez".

et doesp pellec'h. Hep war ebet, gant kastiz Jerusalen, n'eo ket hepken gwaliurioù fin ar bed a vo skeudenner ha diouganet, met war un dro kement kastiz a gouezo war gein ar pobloù a-hed an istor un abeg d's fec'hed. Diougan hon Salver a stag o kemenh heakinorez evit an Iliz, brezelioù, revoulvioù, hag en ankeuioù-se a seblant talvezout n'eo ket hepken evit annez diistroj Jerusalen ha amzeri fin ar bed, met evit an istor a-bez (Matz XXIV, 2-14) hag amzeri fin ar bed, met evit an istor a-bez (Lukas, XI, 5-19), en doare ma 'n en ziayann diougan hor alvor etre Lukas, XI, 5-19), en doare ma 'n en ziayann diougan hor alvor etre teir ledem : 1<sup>e</sup> trubuilhoù a-hed an istor, a-vrasañ betek ar fin, 2<sup>e</sup> fin ar bed Judev, 3<sup>e</sup> fin ar bed.

Lavarcut a refot martez, evit pez a sell ouz istor ar bed, ne en ket azoma diougnah trubuilhoù, brezelioù hag al. A viskoù os eus bet anezo er bed. Ha n'eo ket anezo e vo anezo betek ar fin. Ne, azoma e oa eus an diougan. Hep ar brouenn eus an azoma eo pa welosp brouañ en den o kredin e c'hell ar skiant trec'hioù war ar gernoz, ar c'hiñved, ha zoken ar brezel. En diougan hor Salver pez a zo dreist-holl da deurel evez outañ eo kement-mañ. An trubuilhoù-se a-hed an istor a zo kemenet dimp ovel kastizadurioù war gein ar pobloù, en abeg dezo chom hep degener ar wiriomor. "Arack d'ar brezelioù, d'ar besennioù, d'ar gernoz dont, em Jezuz, o deve kroget an dud en o'ch, d'ne sachañ dirak ar sinagogennioù, ar rouanez .... "(ant Lukas, XI, 12). Arack d'ar brezelioù dont e vo eveloc'h hag en abeg da ne e vo brezelioù. Avel n'es bet dispannot Jerusalen en abeg deni bezañ dianasket ar C'hrist ha nerzeriet a ziskibion, eveloc'h ivez e vo skoet ouz ar pobloù a raio kesson all. Istor ar bed a-bez a zo da welout dindan sklerijenn ar Parousia. Gwir a zo gant an dud a-vrasañ pa Lavarcut ne diañc ken ar brezelioù bezañ, pa lavarcut ne tiffoù kum an den trec'hioù war ar c'hiñved, ar gernoz, ha tra. Hen ober a rafe sur, ma vije an den o sentin ouz ar C'hrist. Nogen pa ne zouj ket koue ar peoù'h, ne c'hell ar peoù'h benañ. Kourvat ne welosp ket awaloù'h istor ar bed eveloc'h. Ne gredom ket awaloù'h ne c'hoarvez nestr a varet gant autre ar C'hrist koue, ne gredosp ket awaloù'h e lez an istroù ar re falligr da vont nemet evit tennuñ ned eus o falligriez : " Re vo ket kollet ur vleyenn eus ho penn, mo Jezuz (Lukas, XI, 18). A-hed an istor amañ ar C'hrist e ren hag o tiskouez e c'halloùd. An ebetal a c'houenne : Paganiz e teufot da varn an dud ha da ziskouez ho kloed endryz? - A-hed an istor e teuin, a respont hor Salver, a-dal brouañ betek ar fin.

--

Quioc'h a zo c'hoaz en diougan-se. N'eo ket hepken barn ar pobloù gant ar Christ a-hed an Ister, met iyes barn pep den a zo sonn. Sklaer eo dija ar soñj-se e Sant Lukas, rak echniñ a ra e bennad gant kuzulioù hor Salver diwar-benn an teurak evet : "Biwallit nu vo ponner et ho k-lonoh gant ar vuhez-diroill... ha na zeufe an deiz-se warroc'h a-daoù-trum". Et e Sant aze eo anatoc'h c'hoaz liam a zo etre fin ar Judeviez, fin ar bed, ha fin pep den ; un hevelay mister a warnerez eo. Rak goude taolein distruj Jeruzalen, ha trampilhôr ar vorn diwezhan, e teu parabolennoh diwar-benn ar mare ha barn an dud a-un-noh. Ar mare o keuszañ a-daoù-trum war pep den a zo evit pep den eil-doneding an Aotroù : "Bezit preest sta, rak dont a rale ab an den d'an our na sonjat ket "(sane XLIV, 44). Parabolenn en dek gwerc'h : "E-pad maz aecht da brengh, e tegonezas ar pried ... Bellhit sta, pa n'ouzec'h n'ag an deiz n'ag en sur". Parabolenn ar talantoù an Aotroù hag a zo ket kult a zistro da c'houleg kont digant pep hini.

Gouleñn kont ha kastizan bepred ? N'eo ket se. Vit peurc'hom pren an eil-donedingez eo ret c'hoaz teurel pled ouz kement-mañ. Dont a ra en dro hor Salver, marvet evit kastizan ar re fallakr, met war un dro evit dieubidig ar re vat. Tieubidigez ar re vat gent ar barnet a zo tra splann. Disrañhañ a raic an danvadezed diouz ar bouc'hed, kes a ralo kuit ar poll diouz an ed, ma we skoet tan er plouz-se, met ar greun a vo savet en e soliar. Distrobet e vo ar re vat ha roet o gopr doze. Soñj ar Barousia a zo stag ouz soñj an neuv. Ar re goz hen kompreñe da vat, hag al liderez a vir en eferennoh kumun ar Sant, merkoh stlaer-mourbel eus ur ~~saint~~ speredegoz. An avielob a lennomp da ganañ trac'h ar Sant hag o gloar en neñvol a zo ganto hell soñj eus an eil-donedingez. En o zenez e lavosp ar pennadoù-se eus Sant a zo hon eus dicustu tennet hon ovez outo : parabolenn ar talantoh, hiri ar servijerien e veilhañ, hañvaladem en dek gwerc'h. Mar befe gouleñnet digant hon doktored a-vroazh sevel un oferenn en/enor ur Sant, n'eus hini a sonje kemer un destenn diwar-benn ar Barousia. Se a ziakouez end-eun hon eus kollet ar soñj gwiri eus ar mister-se. Nogen ar gristenion gantañ e oa ur virionez evito gouleñ digant an Ted : "Non dieubit eas an droug" hag e klevent en o c'halen konzeh hor Salver e lavarout : "Pa stag e an traol-se da o-boarvezout, savit en ho sav, ha lakait sonn ho penn, rak test e vo ho tieubidigez" (Luk. XXI, 28) Ho tieubidigez Ar C'hrist barnet eo an hini a ro silvidigaz ~~staxxha~~ d' dud, an hini a zo ganto ar steurn d'e harpñ, an hini a gurunem anezo da eur ar mare.

Siwar ar pez hon eus gwelet betek-henn, e o-hellemp dastum kement-mañ : Donedigez ar Salver evel varner, n'eo ket hepken un dra da zont, met un dra XXX & zo kreg peli'zo, a gendalc'h dindan hon daoula ad, hag a vo betek ar fin, pe gentoc'h hep diwez. A-del e Basion, a-hed an Ister, emañ Jezuz o vont en dro diwez. A-del e Basion, a-hed an Ister, emañ Jezuz o vont en dro bezout be dez e XXXX d'ar voudou ar bed ; evit gwir ar ger gresianek "Barousia" hag a servij evit envel an eil-donedingez a dalv da gantañ : "Bezans". A-hed an Ister emañ e vont da reiz

da beg hini hervez e labour, kastiz d'ar re fall, evurusted d'ar re vat. War en dachenn douarel zoken en en ziskouez ar C'hrist o m'a zo nestr var dispiegerez an amzerioù, nestr war pep tra. Ha e sent : ne'zo pañianted ar re vat.

"Ar sebjomp evelse, n'eus ken diessavant da gospren komz hor Salver da Gaifaz : "A-vremañ e welfot ab an den azezet en tu dehoù XXVI, 64). A-vremañ daou dra : Jezuz evel Roué dindan ar skeudenn "o tent war goabrennoù an neñv " skeudenn ar barn-r en e sev. Kement-se hall, a vreññ .(1)

N'ous ket da souezhiñ mar en em ziskouez Jezuz war un dro a-zehoù d'an Tad, ha war sav o tont war goabrennoù an neñv. Ar skeudennnoù a zo skeudennoù. Ar pez a zo a-bouez eo talveudegez ar sin. Ha dindan an dieu arquez eo galloud hor Salver da ren, hag e c'halloud da varn a zo diskouezet dimp. N'eus kontroliez ebet pa lavaromg gant ar Grede, emañ Jezuz azezet a-zehoù d'an Tad un teubo ac'hano da varn ar re vev hag ar re varc, hag a-hend-all pa ziskleir Sant Stefan d'ar Sanedrin : "Gwelout a ran ar C'hrist en e sav a-zehoù d'an Tad ". AR C'hrist e teurel ouzec'h hag an barn disiseal d'ar mare, setañs e varnedigez wirion ha galloudus.

Evit ar gristenion gentañ, evel na welomg, ne oa diessavant ebet en traoñ-se. Evito e oa Jezuz, ar Roué divrall ha didrubiñ, e perc'henniez e gled, hag ar barnor o t-st a-hed ar c'hantvedoù da c'houlenn kont ha da zieuñiñ e dud. Gwelout a remp diwar-se no dilesp ket meizañ gant menozioù re striz, ar pez a lennomp diwar-henn gortez ar gristenion gentañ da eil-donedigez hor Salver, evel pa vije bet ganto sonj eus fin ar bed hopken. Riskl a zo da deurel warno ar pez non eo nemet hon doare-neuzañ-ni. Ar menoz o devsa eus ar barousia n'eo ket en hini a <sup>lo</sup> peurliedañ war o c'hont. Kompenet o devsa laveroh hor Salver, ha ne ziarnement ket eil-donedigezh Jezuz an eil dieuz ebet, pe evit kastizañ ar pobloù e vije, pe evit reññ da beg ini hervez e oberzh, pe evit barn da fin ar bed an holl dud. Rak krog eo dija pep tra, ha ne vo ar varn diwezhañ neset en diskleridigez eus ar pez a gendalc'h da c'hoarvezout a-hed ar c'hantvedoù.

Evit echuiñ adlennoù an Diskulisiadur. Nak en hini e dice chom goude an ebrestell all hervez diougan ar C'hrist, da welout en distruj Jeruzalem eil-donedigez ar C'hrist ha barn ar Judezion, hannez eo a dice bezañ ivoz taolennor ar C'hrist evel Roué an neñv, reser an amzerioù ha barnor ar pobloù. Pez a dremen e konzoù an

(1) evit kompran gwelloc'h konzoh hor Salver da skeudenniñ e c'halloud a varner, selli, en Testament jen, Daniel VII, 13, Tud ar Sanedrin o deus komprent dieustu.

Diskuliadur eo evel bras ar Barousia, hervez ar soñj ledan hon eus klasket anatast. Ar C'christ e serrin pe o tigeriñ dorioù an Ifern. An heskinadurioù ret evit treo'h an ibabidi. Ar c'hastizioù e tent war ar pobloù evel kannadoù a-berz Deus. Ar C'christ e c'hoprah e zibabidi, e tieubin an zo, hag ar re-mañ e c'hervel e Salver gant pez fizianis. Ar C'christ trec'hour ha barner, setu-an g-dal ar pennad kentañ : "Mig o vesañ distreet e welis sez kantolor sour, hag e kreiz-tre ar c'hantolorioù, unan heñvel ouz XX ab den, gwisket gantañ ur vroz hir, hag ur gouriz sour en dro d'e vrennid. E benn hag e vlev a ëa kann evel gloan gwenn-kañ, evel erc'h ; e zaoulegad evel flam-tan ; e dreid hñvel ouz arre entanet er forn ; hag e veuz evel maez an dourer bras. En e zorn dehob e teu ur c'kleze lemn diouzremek (lemn a zaou du), hag e fas XXII hñvel ouz an heol e paraz en e norz. Pa 'z e welis e koueziz e-harz e dreid evel marc, hag e lakanas e zorn dehob warnon e lavarout : "Na spent ket, ne eo ar c'henstag hag an diwezañ, hag an hini bev ; hag e voen marc ha setu maz o, bev evit kantvedok ar c'hantvedok ; hag en dalc'h oean alc'hwezioù ar marc hag an ifeon" (Disk. I, 2-18).

Gwel osp displegeroz an Ister dindan ar sklerijenn-se. An heskingadurioù ouz an Iliz, an disivoudioù, an trubuilhoù a bep seurt, sellomp outo dispont e o'neuzout e tems an Tad e vad dieusto. Setu en impalaision dizoue o kouezañ an eil war larc'h egile, an enep-kristed, ar fale-kristed e vont d'an traon an eil war lerc'h egile ; hag an Iliz bet diouganet ganto he rivin, e kendrec'hel da vent, pa ne chom netra pe dost diwarne-int. Daoust ha ne diefe ket se lakaat ennomp levezh trec'h. Hor bezet fizianis. N'he pet ket aon tropell bihan, rak deoc'h-c'hwi en deus tourvezet an Tad reññ ar Rouantelez.

Geolomp dindan ar sklerijenn-se lavoaroù ar Merc'hed Vari er Salette, e Fatima. Mar hor bije kompenet menoz ar Barousia en Testament nevez ne vijemp ket souezet pa gemenn dirap kantizadurioù garo, bræzelioù kris, kernez, war ar pobloù badezet, pa ziougan n'hello ken denc'hel ouz brec'h he ab da skeññ mar kendalc'hont da bec'hif. N'eus eno netra nevez, nemet zoarvat hor boz enkouest.

Si avat, bevoosp e soñj ar Barousia, n'eo ket evit krenañ, met evit adsevel hor penn ha kaout spi, o lakaat war hor muzelloù kan-digor sulioù diwezañ ar bloavez kristen, ar c'hant-ee a zo klozadur da istor ar bed hag introit ar bed nevez : "Kouzol an Astrol : va soñjoh-me a zo soñjoh a heoc'h, n'eo ket a o'hine'haf. Va Tedin a refot ha me he melaouez, hag ho tegas a rin endro eun a bep lec'h, c'hwi hag a oa prisonier. - Na, Astrol, benniget hec'h eus he touar, distreet hec'h eus tiegez Yakob eus an harlu".

